44299

AN AVIEL,

HA

MEDITACIONOU

Tennet eus rè c'hallec an Abat DUQUESNE,

Gant an Otrou RICHARD,

Person Peurit-ar-Roc'h.

TOM TRI.



FB
245-
3
RIC

E MONTROULEZ,

E ti LÉDAN, Imprimer-Librer, ru ar Pave.

1819.

Diocèse de Quimper & Léon

Document numérisé en 2016

AN AVIEL MEDITET.

CXLII. MEDITACION.

Jesus a anonç un eilguech e Bassion d'e Ebestel. Maze. 17. 21-22. Marc. 9. 29-31. Luc. 9. 44-45.

I. POENT.

Ar circonstançou demeus ar Brediccion.

„ O veza partiet ac'hane, e treusjont ar Ga„ lilee, ha Jesus ne felle qet dezàn e vouije „ nicun. Pa voent eta en Galilee, hac evel „ ma voant ol ebars en admiracion demeus a „ guement a rê Jesus, e lavaras d'e Zisqibien : „ Laqit erfat ebars en ho calon ar pez e zàn „ da lavarat deoc'h. „

1. Humilite Jesus. An ol a admir e viraclou ; én a occup speret e Zisqibien demeus e humiliacionou. Meuleudiou an dud a so vên enne o-unan, maleurus evit an hini en em vezur anezo; an hini hor meul hirio, a so prest d'or c'hondaon varc'hoas.

2. Jesus o treuji ar Galilee ne exerças qet è zêl e qever ar bobl, mes en exerci a eure en faveur e Zisqibien. Ne gomprenent qet neuze ar pez a lavare dezo; mes tleout a rent en compren un deiz. Instruomp ar bec'herien, ar sperejou grossier, ar vugale; ar pez a lavaromp dezo en un amzer, a brofito en un amzer al.

3. Jesus a recomand d'e Zisqibien imprima dôn ebars en o c'halonou ar pez en eus da lavaret dezo. En effet an anonç a ra Jesus demeus e Varo hac e Resurreccion, a so un dra dign demeus a ol attancion an Disqibien hac eus hon hini hon-unan. Ar maro ne el qet beza un effet demeus ar sempladurez ebars en hini a voar hac a anonç e tle mervel, ebars en hini da beini an natur en antier hac an diaoulou o deus oboisset, peini oc'h anonç e varo, a anonç e Resurreccion, ha ne ro nemet tri deiz evit accomplissa e bromessa, da lavarat eo, an amzer necesser evit prouvi e voa maro. O va Zalver, oc'h adori a ràn ebars en ho maro evel ebars en ho miraclou brassa.

II. Poent.

Ar Brediccion.

Jesus a anonç tri zra :

1. *E vezo livret entre daouarn an dud.* Piou a livro ac'hanoc'h, ô Jesus! Unan demeus

oc'h Ebestel, oc'h oboissanç oc'h-unan da volonte ho Tad, ho carantez evidòn, va fec'hejou, me va-unan. Mab an Den, ar Mestr hac ar Chef demeus an dud, Mab Doue etre daouarn an dud, livret d'o c'hassoni, d'o fulor! O mister a furnez hac a garantez!

2. *Ober a rint dezàn mervel.* Fulor an dud, ô va Zalver, ne vezo rassaziet nemet dre ho maro. Justiç ho Tad ne vezo satisfiet nemet dre ho maro, hor zilvidiguez ne vezo peurachuet nemet dre ho maro, ho cloar ne vezo parfet nemet dre ho maro, ho carantez ne vezo contantet nemet dre ho maro. Me a fel dìn mervel ganeoc'h evit satisfia da justiç ho Tad, evit ober va zilvidiguez, procuri ho cloar ha disqeuz deoc'h va c'harantez.

3. *Ressuscita a ray an drede deiz goude e varo.* O mister a esperanç, a garantez, a zouster! Courach, va ene, souffromp, marvomp gant hor Zalver, abars tri deiz e ressuscitfomp gantàn. Pec'herien, en em rejouissit, contantit ho passionou, abusit demeus ho pouar, demeus ho madou; mes abars tri devez e tremenfot demeus ur maro temporel da ur maro eternel. Unan demeus ho prassa tourmanchou a vezo gouzout penos ar Jesus-se peini n'oc'h

eus qet deurveet da imita, e Zisqibien pere oc'h eus dispriset, a jouis bremàn demeus ur vuez glorius peini ne finisso birviqen.

III. POENT.

An Ebestel.

Mes ne ententent qet al langach-se; qer cuzet e voa oute, ne gomprenent netra ennàn. Hac e voant meurbet afflijet, hac o devoe aon oc'h intêroji Jesus var ar sujet-se. An Ebestel a voa pel dious sònjal e vije dre ar maro e c'honesje Jesus e Rouantelez, hac ec'h antreje ebars en e c'hloar. O ignoranç ne voe dissipet nemet dre ar sclêrijen demeus ar Speret-Santel, goude ma voa accomplisset antieramant ar brediccion. Gouscoude evel ma voa qestion demeus a injuriou, a dourmanchou, demeus ur maro tost, ha ma qarent Jesus, e voant meurbet afflijet, hep credout en intêroji, marteze gant aon ne glêvjent guirioneou c'hoas muyoc'h afflijant. Ni a hanav bremàn ar misteriou-se; intêrojomp hor Zalver, ha mar disq deomp guirioneou calet d'an natur, n'en em afflijomp qet, sònjomp er gloar demeus e Resurreccion, er boneur demeus ar vuez eternel peini a vezo ar recompanç demeus hor fidelite ous en heuill.

O Jesus, maro ha ressuscitet evidòn, ô Doue ar re veo hac ar re varo, grit dìn santout an obligacion em eus deoc'h da veza va zovetêt dre ho maro, compren peguement e tleàn carout ar souffrançou evit meritout caout lod ebars en ho puez glorius, peguement e tleàn oc'h imita dre ar pratiq cuntinuel demeus ar vortificacion gristen *Amen.*

CXLIII. MEDITACION.

Jesus a bê an Tribut. Maze. 17. 23-26.

1. „ AR re a receve an tribut demeus an diou „ dra ma deuas da gaout Pêr hac a lavaras dezàn: „ ha ne bê qet ho Mestr an diou dram? Pêr „ a respontas dezo : ia. Hac evel ma voe an- „ treet ebars en ti, Jesus en diarbennas hac „ a lavaras dezàn : Simon, petra a seblant „ deoc'h? Digant piou e receo Rouane an „ douar an truachou hac an impojou? Pe di- „ gant ar vugale, pe digant an estranjourien? „ Digant an estranjourien, a respontas dezàn. „ Jesus a lavaras : ar vugale eta a so exant. „ Mar savit an tribut-se en hano Herodes pe ar Romanet, Jesus a voa mab David, hac heritour demeus e drôn; mar en goulennit en hano

Doue, hac evit ezomou an Templ, Jesus a voa Mab da Zoue, ar Mestr demeus an Templ hac an Templ veritabl. Jesus eta en evoa un exancion fondet var an titrou ar muya lejitim. Evidomp-ni, evit petra e pretantomp beza exant dious al lezen gomun? Alies n'on eus qen rêzon nemet an orgouill, an amour-propr, tromplerezou, illusionou.

2. *Mes evit nonpas o scandaliza, eme J.-C., it d'ar môr, tolit an higuen, haç ar c'henta pesq a vezo tapet, tennit-àn demeus an dour, hac o veza digoret e c'hinou, e qafot ur stater peini a guemerfot, hac a rofot evidòn hac evidoc'h.* Ar refus en dije grêt Jesus da bêa a vije bet scandalus, abalamour e exancion ne voa qet hanaveet gant an ol. Jesus a ra ur miracl evit pêa, abalamour nac én na Pêr n'o devoa netra, pe abalamour ne felle qet dezàn implija evit pêa an tribut an aluzennou a alle beza etre daouarn unan demeus an Ebestel, ha pere a voa destinet principalamant evit ar beorien. An impojou ne dleont qet ober diminui an aluzennou var digare e zeo miserabl an amzer; ar Brovidanç a ra miraclou en faveur ar re pere a vir ur borcion evit ar beorien var guement a bossedont. An dram a dalveze seiz pe eiz guennec, hac ar stater un anter ouspen.

3. Jesus a ra amàn teir graç da S. Pêr. Da

guenta e pê dre e zaouarn an tribut a c'houlenner digantàn. Pêr a accomplis gant fidelite bolonte e Vestr. Imitomp e exactitud. D'an eil, Jesus er gra ar Ministr demeus ur miracl. Pêr a so leun a feiz hac a humilite ebars er gomission-se. Imitomp e vertuziou. Erfin Jesus oc'h ordren da Bêr pêa evite o daou, a roe dezàn da entent penos é voa destinet evit beza ar Chef demeus ar vanden, pa en divije én, qenta pastor, quittêt an douar.

O Abostol eurus da veza meritet un destinacion qen huel dre ho fidelite o heuill ho Mestr divin! Difennit ar re a hanav ar brevidi-se roet deoc'h gant J.-C., ha pere en hanav nonpas hepqen ennoc'h, mes ebars en ho heritourien bete fin ar sieclou. Difennit ar vanden fidel-se a beini J.-C. en eus etablisset ac'hanoc'h ar Chef visibl ha peini a henor ac'hanoc'h evel Viqel Jeneral da J.C., ebars en personach ar re a zalc'h ho plaç. *Am.*

CXLIV. MEDITACION.

An Ebestel a zisput etreze var ar brevidi.
Maze. 18. 1-5. Marc. 9. 32-36. Luc. 9. 46-48.

I. Poent.

An ambicion.

1. „Dont a eure ive ur zònjezon ebars en „speret an Ebestel, peini anezo a vije ar

" brassa. " Jesus en eus anoncet d'e Ebestel penos e varvo hep dale, hac e ressuscito an drede deiz. Hac an Ebestel en em occup da c'houzout peini en evo'e blaç pe a vezo tosta dezàn en e Rouantelez. Evelse c'hoas an heritourien ne c'hortozont qet maro ur personach evit guelet petra a vezo o lod ebars en e vadou, ha piou en devezo e garg. O orgouill grisiennet ebars en calon an den, en em gaout a res ebars en ol gondicionou. An ambicion a so viç an ol dud. Pepini a glasq en em zevel dreist d'ar real. An Ebestel a lezas Jesus da guerzat aroc dezo, evit beza libr da lavarat o rêzoniou ha da zifen o fretancionou. An disput a voe hir, ha ne finissas netra. Peguement a vrezelliou, a zisputou, n'o deus qen sourcen etouez an dud, nemet evit gouzout peini anezo a vezo ar brassa. Lamit divar an douar an dezir da humilia ar real ha d'o zremen, hac o pezo laqet fin d'an ol hereziou, d'an ol disputou ha d'an ol scandaliou pere a so ar suit maleurus eus an dezir-se. Ah! detestomp ar viç abominabl demeus an ambicion, ha bezomp en eves evit ne antreo birviqen ebars en hor c'halonou.

2. *Mes Jesus a hanavee ar zonjezonou demeus o c'halon.* Caer o devoa an Ebestel

pellât, Jesus a glêve hac a vele tout. Caer hon eus coach ous an dud, dissimuli ouzomp honunan an orgouill, ar vanite, an ambicion pere a so ar princip demeus hon demarchou; caer hon eus en em c'holo demeus an titrou glorius a justiç, a zêl, a virione, a Relijion; Doue a vel fonç hor c'halon, e zonjezonou, e intancionou secreta. Antreomp eta ennomp honunan, hac en em burifiomp dirac daoulagad J.-C., ous peini n'en eus netra cuzet.

3. *Goude-se ec'h êrujont en Capharnaüm, ha pa voent ebars en ti, Jesus a c'houlennas digante : a betra en em antretenec'h-u ebars en hent? Mes ne respontent netra, rac disputet o devoa ebars en hent peini anezo a vije ar brassa.* Ur c'hriminel dirac e varner, a zant adalec ar c'henta intêrogacion a rêr dezàn, penos e zeo hanaveet e grimou. Evelse ar goulen a ra Jesus d'e Ebestel o rent confus; qen digoncertet int dre ur gomz hepqen, ne gredont respont netra. Petra a respontìn dezàn me va-unan pa vezìn presantet dirazàn, pa c'houlenno diganén a betra e zòn en em occupet ebars en hent demeus ar vuez-màn, me e zisqib, instruet demeus e visteriou hac e lezennou? Petra a respontìn var guement a zonjezonou, a zeziriou, a accionou,

nonpas hepqen vên ha disprizabl, mes horrubl, abominabl, indign demeus ur C'hristen, demeus un den memes? O va Zalver, goloet ol òn a gonfusion; pardonit dìn ebars en tribunal demeus-ho misericord, qent ma vezìn citet d'an tribunal demeus ho justiç.

4. En em zevel dreist d'ar real, n'en eus qet a zònjezon muyoc'h familier deomp; mes n'en eus qet ive a zònjezon e qemerfemp muy a soign da goach ous an dud, abalamour ma rentfe ac'hanomp an objet demeus o disprisanç hac o c'hassoni. An Ebestel oblijet da lavarat un dra benac da Jesus, en intêrojas d'o zro, elec'h respont ous e c'houlen. *Neuze an Disqibien a dostaas ous Jesus, hac a lavaras dezàn: piou a zònjit-u eo ar brassa ebars en Rouantelez an èn?* Ous o c'hlêvet e voa honnez ar guestion a beini e voant en em occupet. Mes pebes differanç! Homàn a so ur goulen edifiant, hac eben a voa ur guestion scandalus evit gouzout peini anezo a voa ar brassa, hac a dleye comandi d'ar real. Gant peseurt adres e voar ar vanite en em guza!

II. Poent.

An humilite.

2. *Ha Jesus o veza azezet, a c'halvas e zaouzec Abostol, hac a lavaras dezo: an hini a*

fel dezàn beza ar c'henta, a vezo an diveza eus an ol, ha servicher an ol. Ne ancouaomp birviqen an oracl-se qer dign demeus hon respet hac hon attancion. Ambiçion nobl ha zantel, dezirout beza ar brassa ebars en Rouantelez an èn! Cetu amâ ar voyen da barveni d'ar boneur-se; J.-C. e-unan, Roue an Èn, en ro deomp. Ah! ma vije ur voyen qen assur da veza bras ebars er bed! Ar voyen-se a gonsist ous en em laqat ni hon-unan er plaç diveza, o veza contant da veza laqet, o tezirout beza ha chom ebars er plaç-se. Consista a ra ous en em sellet hon-unan evel an diveza eus an ol, oc'h ober en qever ar real ar pez a so distera, ar fonccion a servicherien. Ar bed hon dispriso, bian e vezimp dirac hon daoulagad hon-unan; mes seul-vuy e vezimp en em humiliet, seul-vuy e vezimp savet, seul-vrassoc'h e vezimp ebars en eternite. Credi a reomp-ni erfat ar virione-màn?

2. *Neuze Jesus, o veza galvet ur buguel bian, en qemeras, en laqas e creis entreze en eguichen, hac o veza en briatet, e lavaras dezo: me lavar deoc'h en guirione, ma n'en em gonvertissit qet ha ma ne deuit evel bugale vian, ne antrefot qet en Rouantelez an èn*

Piou benac en em humilio hac en em rento bian evel ar buguel-màn, hennez a vezo ar brassa ebars en Rouantelez an ênvou. Deomp ol en em adres ar c'homzou-màn, peguer bras, peguer savant benac ec'h ouffemp beza. Ma n'en em gonvertissomp qet, ma ne renonçomp d'an deziriou-se a istim hac a breferanç, d'ar murmurou, d'ar c'hlêmou-se evit an nebeut a egard a so evidomp, d'ar zonjesonou ven-se demeus hor merit, ne antrefomp qet en Rouantelez an ênvou. Guelomp ar buguel-se, e inoçanç, e simplicite, e zouster, e oboissanç; nep morc'hed evit an amzer da zont, nep desseign a ambicion nac a fortun. Credi a ra ar pez a lavarer dezàn, lavarat a ra ar pez a zonch, mont a ra elec'h m'er c'hunduer, ober a ra ar pez a ordrener dezàn; pebes differanç etre én ha ni! Gouscoude ma n'en em rentomp hànval outàn, ne antrefomp qet en Rouantelez an ênvou; mes ive seul-vuy e labourfomp evit beza hànval outàn, seul-vrassoc'h e vezimp ebars er Rouantelez celestiel.

3. Jesus a vriatas ar buguel-se, nonpas abalamour d'e oad tener na d'e figur, mes abalamour d'ar vertuziou a bere e oa an imach. En em appliqomp da acquisita ar vertuziou-ze, hac

e recevimp ar faveuriou brassa digant J.-C. Mar bezàn ancouêt ha disprizet gant an dud, en em gonsolìn êzet dre ar garantez a Jesus; mac'h accord ar bed dìn e istim hac e garantez, o disprizìn evit faveuriou Jesus. Entre divrec'h Jesus e vezìn insansibl hac ous an disprizanç hac ous ar veuleudi demeus an dud. O bugaleach eurus! Formit-hi ebars em c'halon, ô Jesus, an humpla hac an douça demeus an ol vugale.

4. *Ha piou benac a recevo em hano ur buguel evel hemàn, a receo ac'hanòn; ha piou benac em receo, ne receo qet ac'hanòn hepqen, mes an hini en euz va digacet; rac an hini a so ar bianna en ho touez ol, hennez a so ar brassa.* An ol vad a rêr da un den humbl, peini a so en em rentet buguel evit J.-C., an ol sicouriou a fournisser, an ol broteccion a accorder dezàn, J.-C. a sel qementse ol evel grêt dezàn e-unan. An hini a receo ar buguel-se, a receo J.-C., nonpas hepqen J.-C., mes Doue e Dad memes, peini en eus en digacet var an douar evit hor zovetât.

Hac a rêzoniou, ô va Doue, evit ober dìn carout ha pratiqa an humilite, he c'harout, he istimout hac he difen ebars er real! Grit ma vezìn douç hac humbl a galon, dious oc'h exempl,

ô va Zalver; ma qarin oboissa, beza contet evit netra, ha chom ebars er stad izel-se qen a blijo ganeoc'h va zevel ebars en ên, ha va renta participant ebars er guir c'hrandeur. *Amen.*

CXLV. MEDITACION.

Var ar Zél. Marc. 9. 37-40. Luc. 9. 49-50.

I. Poent.

Zél imparfet.

„ Neuze Yan a guemeras ar gomz, hac a „ lavaras da Jesus : Mestr, cavet hon eus un „ den peini a chasse an drouc-sperejou en ho „ hano, hac hon eus-àn ampechet, abalamour „ ne heuill qet ac'hanoc'h ganeomp. „ Peguer puissant eo an hano a Jesus, peguer zantel, peguer terrubl, peguer redoutabl evit an ifern! Adoromp-àn gant respet, ha laqomp ennàn hor c'honfianç. Mar en eus ebars en guinou un estranjour ar vertu da chasseal an diaoulou, gant peguement a frouez n'en invoqimp-ni qet, ni pere a apparchant ous J.-C., pere a so e zisqibien, e vemprou?.. Guelet a so payanet oc'h exorti ar real d'en em renta christenien, heretiqet o recomandi d'ar real en em renta pe

pa chom bepret Catholiq. Hep mont qeit-se, e zeus c'hoas tud pere o deus zêl evit silvidiguez ar real, ha n'o deus qet evit o hini o-unan; pere a voar cundui ar real ebars en hent ar berfeccion, ha ne antreont qet o-unan ebars en hent-se; a zisq d'ar real ober orêzon hac en em gastia, en amzer ne reont o-unan nac an eil nac eguile. Evit renta ar zêl-se parfet, e renqer d'an invocacion demeus an hano a Jesus, ajouti ar pratiq demeus e Lezen, hac an imitacion demeus e vertuziou.

II. Poent.

Zél diavis.

An den-se ne heuill qet ac'hanoc'h ganeomp. An Ebestel n'o devoa qen rêzon da zifen ous an den-se chasseal an drouc-sperejou. Hac ar memes rêzon hepqen a ra deomp blam, controlia, arêti ar vad a ra ar real, pe a alfent da ober. Mes qementse, pel dious beza ur rêzon, n'en eo nemet un digare d'an ambicion, d'an orgouill, d'an anvi, d'an dezir d'en em zevel dreist d'ar real. Hennez eo ordinal defot ar re a so o comanç. Seul-nebeutoc'h a esperianç o deus, seul-nebeutoc'h e zint ambarrasset, ha prontoc'h da zecida. Fiout a reont var o

sclêrijen., ne ouzont doueti a netra, n'o deus qet an humilite da c'houlen qelennadurez, nac aoüalc'h a aon da ober gaou ous an nessa. Dre o decisionou roet ebars en disposicionou-se ha gant precipitacion, ne allont qet manqout da ober fotou bras, da ampech calz a vad, ha da veza cos da galz a zroug.

III. Poent.

Ar guir Zêl.

Jesus a respontas da Yan : ne ampechit qet an den-se ; rac n'en eus den, goude beza grêt ur miracl em hano, a ouffe qerqent drouccomz ac'hanòn. Rac an hini ne ma qet en tu ganeoc'h a so en oc'h enep. Ha piou benac a royo deoc'h da eva ur verennad dour em hano, hac abalamour ma apparchantit ous ar C'hrist, me lavar deoc'h enguirione penos ne gollo qet e recompanç. Jesus a vlam e Ebestel da veza ampechet an den-se peini a chassee an diaoulou en e hano, da guenta abalamour ne voa qet nemeur possubl en em laqje en renq e enemiet, goude beza grêt miraclou dre an invocacion eus e hano; d'an eil, abalamour an den-se a voa en tu an Ebestel, o veza en tu o Mestr; erfin abalamour d'ar recompanç a elle da c'hortos evit

œuvrou qer bras digant an hini peini ne les qet hep recompanç an distera servichou rentet d'e servicherien en qalite eus e servicherien. Ne glasqomp en pep tra nemet gloar J.-C., hac en em rejouissimp evel S. Paul demeus a guement a broculo ar gloar-se, n'en eus fors gant piou e vezo grêt.

Grit, ô va Doue, ne neglijin hini demeus an œuvrou mad a allàn da ober. Ma ne allàn qet pratiqa ar pez a so excelanta, grit ma pratiqin gant fidelite ar pez a so conform d'am stad ha d'am vocacion, ma santifiin dre un intancion bur an accionou ar muya comun. Pel diouzin an ambicion-se peini a rapport pep tra dezi heunan; ar jalousi-se peini dindan an apparança zêl, a so guell ganti guelet abandonet ar pez ne al qet da ober, evit en guelet grêt gant real. Grit ma sellin evel unisset ganèn, qement a labour evit ho cloar hac avantach an Iiis. *Amen.*

CXLVI. MEDITACION.

Vararscandal. Maze. 18. 6-14. Marc. 9. 41-47.

I. Poent.

Maleur an hini a ro ar scandal.

D'ar zêl peini a gresq rën an Otrou-Doue, hac a vezo recompancet, J.-C. a oppos ar

scandal peini a zistruch Rouantelez an Otrou-Doue, hac a vezo punisset. *Mes mar scandaliz ur re benac unan demeus ar re vian-màn pere a gred ennòn, e vije guell evitàn e vije staguet ur men mélin ous e c'houg, hac e vije tolet en fonç ar mór. Maleur d'ar bed abalamour d'ar scandalou! Rac necesser eo ec'h érufe ar scandalou, mes maleur d'an hini dre beini ec'h éru ar scandal.*

1. An necessite demeus ar scandal. An necessite-se a deu demeus a valiç an dud ha demeus an desseign a furnez hervez peini e zeo gouarnet ar bed gant an Otrou-Doue. An dud o veza douguet d'an droug abaoue ar pec'het orijinel, libr gouscoude ha crevêt dre ar c'hraç a J.-C., hac an Otrou-Doue hervez an desseign demeus e Brovidanç, o falveout dezàn lezel an dud da veva en o liberte qeita ma maint er bed-màn, n'en eo qet possubl ne deufe calz anezo da abusi demeus o liberte evit en em rêy d'an droug hac evit renta ar real imitatoret demeus o dizurzou. Ne dleomp qet eta beza souezet ma zo scandalou, na murmuri enep d'an Otrou-Doue, na sònjal penos ne vel qet ar pez a dremen var an douar, pe e zeo indifferant ous pep tra. Doue en eus deurveet caout

da recompanci ebars en ên eneou nobl pere a vije en em zisclêryet hac o dije combattet gant courach evitàn; hac ar scandal a ro occasion dezo da zisqeuz o zêl, o vertu, o fermete. Ar scandal eta, n'en eo qet opposet d'ar brovidanç infinit-se peini a gompren an traou libr hac an traou necesser hac a ra dezo ol servichout d'e c'hloar ha da voneur an dud just.

2. Al lec'h eus ar scandal. Ar scandal a rën ebars er bed; eno en eus placet e drôn, eno ec'h exerç e vestroniach. Ebars er bed, pep tra a so scandal, occasion da goeza, pechou stignet d'ar vertu, opposicion antier ha cuntinuel da guement a zisq deomp an Aviel. Ar pez a lavarer, ar pez a rêr en particulier hac en publiq, an afferaou hac an divertissamanchou, qement a lenner ha qement a veler, pep tra a zoug d'ar viç ha netra d'ar vertu. Ne vezomp qet souezet eta en eus hor Zalver prononcet mallozou enep d'ar bed, abalamour d'ar scandalou a bere e zeo leun. Peguement a eneou o dije pratiqet ar vertu gant joa, o dije grêt o zilvidiguez gant assuranç, penevert ar scandalou demeus ar bed! Mar domp dre hon stad angajet ebars er bed, bezomp en eves ous e scandalou, ha qemeromp an ol

brecocionou evit ne goezo qet varnomp ar vallos losqet en e enep. Mar domp en oad da guemer ur parti, consultomp erfat an Otrou-Doue, en em gonsultomp erfat hon-unan, hac ous en em decida ne zellomp nemet hor zilvidiguez. Mar domp ermès ar bed, trugarecaomp Doue, ne retornomp qet d'ar bed, ha dioüallomp ne deufe e scandalou en hon bete.

3. Ar bunicion eus ar scandal. Mar deo necesser ar scandal, mar ten an Otrou-Doue e c'hloar eus ar scandal, perac e teu d'er punissa? Abalamour an Otrou-Doue o permeti ar scandal hac o tenna eus ar scandal ar gloar demeus e furnez, ne zistruch qet ar valiç demeus an den scandalus peini a verit punicion, evel ne zistruch qet ar vertu demeus an den peini a bella dious ar scandal hac a verit recompanç. An Otrou-Doue o tenna ar vad demeus an droug a justifi e furnez, ha nonpas ar valiç demeus an hini a ra an droug. Maleur eta d'an hini a scandaliz an distera demeus ar vugale, an distera demeus an dud fidel. Guell e vije dezàn beza tolet er môr gant ur men mêlin ous e c'houg, abalamour ma vezo precipitet en ifern, en pelec'h e vezo dêvet eternelamant. *Maleur d'an hini dre beini ec'h éru ar scandal!*

Maleur d'an hini a ampoezon an dud yaouanq, a zisq dezo an droug, o laqa da gonsanti en obet dre bromessaou, dre c'hourdrouzou, dre bresanchou, marteze dre oal dretamanchou! Maleur d'an hini peini dre voapêrezou a zistro ar real dious ar Relijion hac an devocion! Maleur d'an hini a invant pe a zoug guiscamanchou scandalus! Maleur d'an hini a gompos leoriou enep d'ar feiz ha d'ar vuez vad, d'an hini o imprim, o guerz, o ro en prest! Maleur d'an hini a represant, a verz pe a expos imachou dishonest! Maleur d'an hini a gân, pe a ro canaouennou, a lavar comzou impi pe impur! Erfin, maleur d'an hini peini a ro scandal, n'en eus fors en peseurt fêçon, d'an hini peini o c'hallout en ampech, n'en em oppos qet dezàn demeus e ol bouar! Examinomp ha ni ne vemp qet bet evit ar real ur sujet a scandal; detestomp hor fotou ha greomp pinijen, evit o repari ar muya mac'h allimp.

II. Poent.

Ar soign d'en em breservi dious ar scandal.

Ar soign-se a gonsist o quittât an occasionou, ispicial ar re a zoug alies da gometi ar pec'het, hac hon laqa en danjer patant d'en cometi. Petra benac ma zeus dre ar bed un niver infinit

a occasionou, ec'h aller gouscoude o c'hompren en tri seurt, pere a so represantet gant J.-C. dre an dorn, an troad hac al lagad.

1. An dorn. *Mar scandaliz ho torn ac'hanoc'h, troc'hit-àn ha tolit-àn pel diouzoc'h,* ma fel deoc'h antren en êu ha nonpas coeza en ifern. Dre ar c'homzou-se, J.-C. a gondaon an dorn impudiq a beini an accionou a vezo punisset dre un tân eternel : an dorn avaricius bepret serret ous ezomou an nessa, bepret digor d'al laeronci, d'ar rapinerez, d'an uzuillerez, d'ar frod; an dorn colerus bepret prest da sqêy, da noazout, da ober domach, d'en em venji; an dorn oëzus, peini ne ra œuvr mad ebet, n'en eus mouvamant nemet evit ar c'hoariou, ar cher vad, an dissipacion.

2. An troad. *Mar scandaliz ho troad ac'hanoc'h, troc'hit-àn ha tolit-àn pel diouzoc'h,* ma fel deoc'h antren en êu ha nonpas coeza en ifern. An troad-se a sinifi ar plaçou en pere e zeomp; plaçou a zanç, a assamble, a gonversacion, a c'hoari, a blijadur, a zissipacion difennet. An troad a sinifi ar personachou pere a hentomp, personachou suspet ebars er feiz, demeus ur goal vuez, capabl d'on trompla ha d'on ampoezoni; personachou

libr ebars en o zrêin, en o manierou, a bere an discoursiou a offanç an honestis, ar Relijion, ar garantez; ar brotectoret pere a attaq an inoçanç, ar feiz, a zoug da gomplezançou, da injustiçou, ar re a c'houlen o froteccion hac o zicouriou. Troc'homp an troad scandalusse, evit nonpas dêvi eternelamant.

3. Al lagad. *Mar scandaliz ho lagad ac'hanoc'h, tennit-àn ha tolit-àn pel diouzoc'h,* ma fel deoc'h antren en êu ha nonpas coeza en ifern. Al lagad-se a sinifi ar zellou a zissipacion var guement en em bresant, pere a voug ar ferveur, an devocion, carante Doue, ar speret a orêzon; ar sellou divodest varnomp hon-unan pe var real, capabl da alumi un tân peini ne ouffet muy da laza; sellou diavis var dud, imachou, pe draou al capabl da ober impressionou danjerus var ar sqianchou hac ar galon; sellou a attach fal var leoriou pe objedou al liq, pere a so cos da zeziriou impur, a bere ar speç hac ar grevusted a so differant dious ar stad demeus an hini en eus an deziriou-se pe ar re a so an objet anezo, marteze cerent, tud demezet, pe angajet d'an Otrou-Doue dre ar vœuyou a chastete; sellou a anvi var madou, var avantachou ar real,

evit o diminui pe o lemel digante; sellou a guriosite pe a valignite var accionou ar real, evit o blam hac o decria.

Ar pez a lavar Jesus demeus an dorn, an troad hac al lagad, a dle ive beza ententet demeus ar sqianchou al; ar c'hlêvet, ar c'huez, ar vlaz, an teod; demeus ar galon: an imajinacion, ar memor, ar zònjeson, ar speret hac ar volonte. Qement a so evidomp un occasion da goeza ebars er pec'het, n'en eus fors a belec'h e teu, a dle beza troc'het ha tolet pel diouzomp, dindan boan ne antrefemp qet en ên, hac e vemp precipitet en ifern. Sujet important a veditacion, matier immanç a examin. M'on devije soign da drec'hi ar c'hrizien eus an droug, hor zilvidiguez ne vije na qer difficil, na qen incerten, na qer risqet evel ma zeo.

III. Poent.

Ar c'hrim demeus an hini a ro ar scandal.

1. An den scandalus a offanç an Ælez demeus an ên. *Dioüallit da zisprizout hini demeus ar re vian-se, rac me ziseléry deoc'h penos ebars en énvou o Ælez a vel hep-ces faç va Zad peini a so ebars en én.* Ar buguel-se peini a zisprizit, an domestiq-se, ar plac'hig-se hep

hano, hep fortun, hep proteccion, pere a rentit participant en ho crimou, gout a rit-u piou e zint, ous piou ec'h apparchantont, ha piou a so carguet d'o evessât ha d'o difen? Bugale e zint da Zoue, an Ælez demeus an ên a so o c'honductoret hac o frotectoret. Un Æl-Gardien hep col ar vel demeus an Otrou-Doue ebars en ên, en eus sourci a bepini eus ar vugale-se. An Ælez-se a vel ac'hanoc'h, ha peguement e tisplijit dezo mar labourit evit col ar pez a guemeront-y qement a zoign da gonservi! Ne c'houlennint-y qet enep deoc'h venjanç an Otrou-Doue, en qichen peini o deus qement a c'halloud? Ah! e lec'h en em oppos d'ar péz a ra an Ælez-se, imitit-e ar muya ma elfot, labourit gante evit pellât ar scandal ha difen an inoçanç. Trugarecait Doue da veza roet deoc'h oc'h-unan un Æl-Gardien; respetit ar speret-se qen huel, qer puissant, qen eurus! Pedit-àn, selaouit-àn, trugarecait-àn, laqit ho confianç ennàn. Respetit ar memes tra ha pedit an Æl-Gardien demeus ar re gant pere e vévit pe oc'h eus ur rapport benac.

2. An den scandalus a rent inutil ar Redempcion demeus hor Zalver en egard d'an hini a laqa da goeza ebars er pec'het. *Rac Mab an*

Den a so deut evit sovetât ar pez a so collet. J.-C. a so disqennet demeus an ên evit sovetât an den, en eus evel quittêt e Dad, ar pales celestiel, compagnunez an Ælez, evit redec varlerc'h an dênved egaret; hac en amzer m'en em rejouis da veza e gavet, c'houi, dre ho scandal, he ravis digantàn! Demeus ar vugalese, demeus ar re vian-se, demeus an eneou simpl hac inoçant-se, e felle dezàn formi ur bobl neve ha fidel; dija e voant prenet dre ar pris demeus e oad, dija e voant consacret ha grêt memprou demeus e gorf dre ar vadiziant; bet e vijent Sent, bet e vijent choaset, ha c'houi en priv demeus ar pez a c'hortoze, a zistruch ar frouez demeus e labouriou hac e Redempcion: compren a rit-u bremàn peseurt crim eo ar scandal? En nebeut amzer e vije neveêt faç ar gristeniach, penevert ar scandal a roer d'ar yaonanqis, hac alies memes d'ar vugaleach qent an oad a rêzon. Maleurus ar re en em rent coupabl demeus ur c'hrim qen enorm!

3. An den scandalus en em oppos d'ar volonte en eus an Otrou-Doue da sovetât an dud. *Bolonte ho Tad peini a so en én, eo ne berisfe hini demeus ar re vian-se.* Qement en

eus grêt J.-C. evit silvidiguez an dud, en eus grêt hervez bolonte Doue e Dad. An Douese, Crouer ha Tad an ol dud, rentet specialamant hon Tad dre hon adopcion en J.-C., ne fel qet dezàn e ve collet hini ac'hanomp. Goude ma vezimp en em gomportet var an douar evel guir vugale, e fel dezàn e partachfemp ebars en ên gant e Vab uniq, e heritach eternel, e vemp unisset gantàn ha gant hor Zalver evit jouissa demeus a joayou ar barados. Ah! peseurt muntr a gomet eta an den scandalus, peini ous en em oppos da volonte an Otrou-Doue, hac ous en em laqat a-unan gant an drouc-speret, a briv un ene demeus ur mad qer bras, evit he zeurel ebars en tourmanchou an ifern. Mes an den scandalus n'en em opposo qet bepret da volonte Doue. Ar volonte en eus an Otrou-Doue d'or sovetât a c'houlen ma labourfemp er bed-màn gant ar c'hraç. An effet eus a volonte Doue a zepant eus ar gondicion-se; mes bolonte Doue da recompanci ar vertu ha da bunissa ar c'hrim ebars er bed al, a so absolu; netra ne allo rezista outi. Mar be qer terrubl ebars er bed al punicion an hini a vezo bet tromplet dre ar scandal, petra a vezo tourmanchou an hini a vezo en em gollet hac en evo collet ar real dre e scandalou?

Grit, ô va Doue, ma vezin ar victim nonpas eus ho coler, mes eus ho carantez. Ne bermetit qet e rofen d'ar real occasion da goeza ebars er pec'het ; grit ei c'hontrol ma vezo va exemplou mad ur voyen evite d'en em breservi dious corrupcion ha scandalou ar bed. *Amen.*

CXLVII. MEDITACION.

Var an ifern. Maze. 18. 8-9. Marc. 9. 42-47.

Beza tolet en tân eternel ; ebars en tourmant a dân. Mont d'an tân peini ne varv qet, haç en peini ar preòn a grign bepret ha ne varv qet.

I. Poent.

Tân an ifern.

1. An tân eo ar c'hruella tourmant a eller da anduri. Lavarat a rêr gant rêzon penos e màn an ol dourmanchou ebars en ifern, pa màn eno an tân. Consideri an ol glénvejou, an ol boaniou a ellomp da zouffr ebars en hor c'horf, n'en int netra en comparêzon d'an anqen a ra an tân. N'on eus-ni biscoas eprouvet hon-unan, pe velet ebars er real e effejou terrubl? Un houarn ru en peini e croguer hep sonch, ur banne dour bervet, un elvaden peini en em gav da goeza var an dorn, a ra d'an den caleta crial gant anqen.

2. An tân eo an euzussa suppliç a el ar justiç humen da implija. Qer terrubl eo, ne bad qet pel, mar en implijer en e antier, ha mar be c'hoant d'en hasten, e renqer en implija nebeut-a-nebeut. Un den dêvet nebeut-a-nebeut : ne aller qet hep fremissa sònjal hepqen en tourmant-se, petra benac n'en andurer nemet en darn eus ar c'horf. Un den dêvet en beo, a so ur spectacl qen horrubl ne aller qet sellet outàn; gouscoude an den-se ne zouffr nemet un nebeut momentchou, hac ar maro en delivr hep dale dious e dourmant. Mes beza anfoncet ebars en tân, caout an tân diavèz ha diabars, dêvi en antier hac ebars en ol andrejou demeus ar c'horf, hep ma ve consumet ar c'horf, hep ma timinu e zantidiguez, hep ma el ar maro laqat fin d'an tourmant horrubl-se : pebes stad, pebes suppliç! Ah! Doue, piou a allo padout dirazoc'h, piou ne zoujo qet ur justiç qer galloudus ha qer terrubl?

3. Un tân goal eo an euzussa tra a eller da velet. Mar en eus goneet an ti en antier, ar flam hac ar mogued a anonç a bel an horrol hac ar ravach. An dud en em gav surprenet

ebars er fornez-se, o deus caer clasq ar voyen de achap, demeus an eil abim e coezont en eguile, ret eo dezo perissa. Imach dister demeus a dân an ifern. Victimou maleurus demeus a justiç Doue peini oc'h eus dispriset, ne chom moyen ebet ganeoc'h da zortial demeus ar c'hachodou tân, na memes da vervel enne. N'oc'h eus da c'hortos na sicour, na soulajamant, na memes compassion ebet. An tân gant peini e zoc'h devoret, ne al qet beza mouguet; c'houi oc'h-unan a so e vagadurez immortel, hac an haëlan demeus a goler an Otrou-Doue peini en eus en alumet, a vezo eternel eveltàn.

4. An tân eo an elemant ous peini e qemerer ar muya a brecocion. Gant peseurt attancion er menajer, peguer pront e tostaer ur c'hlaouen peini a achap, e vouguer un elvaden peini a goez, gant peseurt soign ec'h examiner, qent mont da gousqet, hac én a so pep tra ermès a risq! Ah! a lavarer, ne aller qet qemer re a brecocion ous an tân. Tud disqiant ma zomp! Dus tân an ifern nep precocion, nep aon, nep morc'hed. Gant douetançou var ar Relijion, gant ambarrassou var ar c'hôvessionou, gant pec'hejou grevus var ar gonscianç, e chomer tranqil, en em livrer d'ar c'housqet, evel pa ne

ne vije risq ebet. C'hoarzin a rêr var bord an abim epouvantabl-se, qemer a rêr plijadur ous en em dreina, ous en em deurel ennàn an eil eguile. Pebes follentez! pebes fulor! Hor Zalver hac én a c'houlen re, pa lavar: troc'hit an troad hac an dorn, tennit al lagad peini a scandaliz ac'hanoc'h?

II. Poent.

Ar preòn crigner.

Un den peini a zouffr an tourmant a dân er bed-màn, ne el en em occupi a objet al ebet; n'en eo qet ar memes tra ebars en ifern. Eno an ene devoret gant an tân, a zouffr c'hoas ur suppliç al dre ar preòn crigner, peini a grog enni hep-ces hac a grogo hep fin. *O freòn ne varv qet.* Ne ouffe den exprima na compren ar rigor demeus ar suppliç-màn. An ene daonet a so accablet gant tri seurt refleccion.

1. Refleccionou var an amzer bresant. An ene daonet ne vel nemet suppliçou pere a zouffr hep gallout absolumant na tec'hel dioute, na diminui ar rigor anezo. Guech e cav e zint injust ha cruel, hac en em guemer ous ar C'hrouer, ous ar Zalver, ous an ol grouadurien. Guech e hanav he deus-e meritet,

dre ma compren an enormite demeus ar c'hrimou a bere e zeo en em souillet, hac e tro e fulor enep dezi he-unan. Guechal e ra ar gomparêzon demeus he stad gant hini ar re eurus; gout a ra penos ar memes Doue gant peini e zeo hi reprouvet, en em ro da real ebars en ol sclêrijen demeus e c'hloar; penos ar memes Doue peini a bonnera varnezi e zorn venjour ha redoutabl, a implich e ol huissanç evit renta ar real parfetamant eurus; penos qeita ma zeo-hi anfoncet ebars en abim demeus an ol suppliçou, real a so rassaziet, mezvet ebars er môr demeus an ol deliçou. Entre an habitantet eurus demeus an ên, e zeus hac he deus hanaveet, gant pere he deus bevet, pere marteze he deus dispriset hac insultet; e zeus demeus he c'herent, he mignonet, demeus ar re o devoa labouret evit he zilvidiguez... Gant peseurt ardeur he souhet jouissa demeus an Otrou-Doue, en em unissa gant ar mad souveren. Deziriou vên! Bepret en em zoug gant un ardeur neve entreze an Otrou-Doue, ha bepret he zeo repousset gant ur fulor neve. Neuze transportet a gassoni hac a arrach, he carfe distruja tout, ar C'hrouer, hac ar grouadurien, an Ên, an Ifern, hi he-unan. Evel ma

hanav penos he deziriou a so qen inutil evel ma zint dirêzon, en em zispen, en em zêbr, en em zismant, hac he zeo hi he-unan he c'hruella suppliç.

2. Refleccionou var an amzer da zont. Sellet a ra an amzer da zont, ha ne vel nemet un abim hep fonç, ur gontinuacion demeus ar memes stad hac ar memes suppliçou, hep gallout esperi e finisfent james, e chenchfent, e losqafent, e touçafent james. Nep sicour, nep remed, nep consolacion, nep truez; netra ne al he zoulaji nac he delivra; pep tra a so armet evit he zourmanti ha renta eternel he suppliçou. Piou a ouffe espliqa an arrach hac an dizesper a deu demeus un assuranç qer maleurus?

3. Var an amzer dremenet. Guelet a ra e zeo coezet dre he fot ebars en abim-se a dourmanchou; sonj he deus er voyenou he deus bet evit en em breservi dioute, demeus ar graçou, an instruccionou, ar c'helennadurezou, an exemplou mad; n'en eo bet na surprenet na tromplet; bet e voa avertisset demeus a guement a zouffr, sònjet he devoa en ifern, bet he devoa aon rac an ifern; qerzet he devoa un amzer benac ebars en hent ar baradoz; o veza pec'het, ec'h alle repari ar

c'hraç dre ar binijen. Ah! amzer eurus, n'en oc'h muy, né retornfot birviqen! Coezet òn ebars er maleur souveren, hac ar mad souveren a dleye beza va fartach! Gallet em eus beza ebars er barados, hac e mòn ebars en ifern! Collet òn, ha n'en eus muy esperanç ebet. Madou, plijadurezou, buez demeus ur moment, pelec'h e moc'h-u bremàn? Ha possubl eo eta o pe va zromplet, e ven en em exposet; e ven coezet evidoc'h ebars en tourmanchou-man? O glac'har, ô daerou! Glac'har, daerou hep profit, preòn crigner peini ne varvo qet! Daonet òn, collet òn, ha va maleur a so irreparabl!

IIE. Poent.

Eternite an ifern.

1. En egard d'ar re daonet. Peurgarga a ra ar muzur demeus o maleur, abalamour ma rent o foaniou infinit. An droug al lijera, ar memes situacion, ha pa ve hep incomodite, ma tlefe padout bepret, a ve un droug infinit. Petra eo eta an tân-se peini a zêvo bepret, ar preònse peini a biqo bepret? Un eternite: piou a el clêvet ar gomz-se hep fremissa? Ar zònjeson demeus an eternite a so qer terrubl, ma zeo avichou danjerus he c'honsideri gant re a attancion. D'an eil, an eternite demeus an ifern a beurgarg ar muzur demeus a valeur ar re

daonet, abalamour ma zeo hanaveet gante. Ebars en ur boan violant, qenta tra a glasqer eo gouzout pegoulz e finisso. Mar pad ur certen amzer, e souheter ar maro. Trompla a rêr un den peini en eus ur c'hlenvet bir; laqat a rêr dezàn un termen bêr evit e vellaen; pa ve êru an termen-se, en trompler adare, hac e charmer evelse e anui dre esperançou fos. Ah! ne c'hoarve qet ar memes tra evit an den daonet. Ar c'henta tra a beinj e zeo assuret oc'h antren en ifern, eo penos ne zontio birviqen ac'hane. Erfin, an eternite demeus an ifern a beurgarg ar muzur demeus a valeur ar re daonet, abalamour ma zeo hepret presant d'o sperejou. Un den daonet ne el qet souffr e dourmanchou hep sònjal e anduro eternelamant. Abalamour da-se oc'h aller lavarat penos e souffr hep moment an eternite en antier. O Doue, pebes venjanç! peguer terrubl eo ho chujamanchou!

2. Eternite an ifern en egard deomp. Da guenta e zeo un objet a feiz. Revelet eo sclêr gant J.-C., ha proposet gant an Ilis. Ar feiz-se a so bet roet d'an dud qenta, cuntinuet etouez pobl an Otrou-Doue, merqet ebars el Leoriou Sacr: caout a rêr testeni anezi betec ebars en

fablennou ar bayanet. Evit nac'h an eternite, n'he distrujer qet; he meritout, en em assuri anezi a rêr; rac nac'h an eternite a so nac'h J.-C., e Aviel, e Ilis. An eternite-se a so incomprenabl, mes an objedou al demeus ar feiz a soive dreist d'hon ententamant, abalamour ma sellont ous an natur, ous an desseniou, ous an œuvrou demeus an Otrou-Doue, peini a so infinit. Œuvrou an Otrou-Doue a so œuvrou ur furnez infinit, ur vadelez infinit, ur garantez infinit, ur visericord infinit, ur justiç infinit, ur rigor infinit. Adoromp, doujomp, qaromp an hini a so infinit; profitomp demeus e visericord infinit, evit en em voaranti dious e justiç infinit. D'an eil, an eternite demeus an ifern a so evidomp ur sujet a zoujanç. Douja an ifern, caout aon d'en em zaoni, douja ar pec'het peini hepqen hor c'hrndu d'an ifern, caout doujanç Doue, peini a bunis ar pec'het gant qement a rigor, hac a el hon strinqa ebars en ifern, cetu aze an traou pere hepqen a dleomp da zouja. Ha piou ne zoujo qet ac'hanoc'h, ô Doue terrubl! Penos o deus an dud aon rac qement a draou var an douar, ha n'o deus qet aon rac an ifern! Penos o deus an dud qement a aon rac an dud,

ha n'o deus qet aon rac an Otrou-Doue! Dallidiguez en peini e zòn bet, en peini e zòn c'hoas marteze me va-unan. Perac e zeus qement a dud daonet ebars en ifern? Abalamour n'o deus qet doujet an ifern. Doujomp-àn eta, evit en em brezervi dioutàn, hac en em reglomp var an doujanç-se ebars en hon ol accionou, desiriou, sònjesonou. *Doujanç Doue eo ar c'homançamant demeus ar furnez.*

3. An eternite demeus an ifern a so evidomp ur rêzon a ferveur hac a garantez. Meritet em eus an ifern; ma vijen marvet ebars en amzer, er circonstanç-ont, e voa collet va ene, e vijen bremàn en ifern, ne vije muy a esperanç evidòn. Beza a so bremàn en ifern tud daonet nebeutoc'h coupabl eguedòn, maro yaouanqoc'h eguedòn, gant pere ne chom muy a esperanç. Dre beseurt madelez, ô va Doue, dre beseurt preferanç oc'h eus va freservet dious ur maleur qer bras? Repoussa a rit an eneou-se diouzoc'h, ha me a gònviit da vont d'o caout; disclêrya a rit dezo penos n'en eus muy a Redempcion evite, ha din ec'h offrit ol meritou ho Mab; int a so anfoncet ebars en tân demeus ho coler, hac endro din emedi ar flamou demeus ho carantez. An eternite maleurus a so o fartach,

ha din e zeo offret an eternite eurus! An ifern a so serret varnezo, hac an ên a so digor evidòn. Allas! en em glêm a rêont! Ho madelezou a ra dezo blasfêmi; hac ar memes madelezou ne rafent qet din ho carout! Ah! ho carout a ràn, ô Doue liberator, ho carout a ràn, ha prest on da ober ar pez a c'houlenfot, evit disqeuz deoc'h va c'harante. Va delivret oc'h eus dious an ifern; petra a ouffe beza difficil evidòn ebars en ho servich? Ma teufe unan demeus a victimou an ifern var an douar, ne gafe netra poanius ebars en exerciç demeus ar vertu hac ar rusta pinijennou.

IV. Poent.

Tourmanchou an ifern a so just.

1. Tourmanchou an ifern a respont ous ar grevusted demeus ar pec'het marvel. Ne jujomp qet ar pec'het marvel hervez hor zantimanchou, hor passionou, hervez ide ar bed, mes hervez ar sclêrijennou demeus ar feiz. Ar pec'het a offanç an Otrou-Doue, a so un disoboissanç d'e volonte hanaveet, d'e c'hourc'hemennou souveren hac absolu. Disoboissanç cometet dirac e zaoulagad, en despet d'e c'hourdrouzou ha d'e bromessaou, evit peini e zomp

en em servichet demeus e vadoberou propr, ac'hanomp hon-unan, demeus hor c'horf, demeus hon ene, demeus ar grousdurien al, pere en evoa roet deomp evit e servicha. Ar c'haliteou ar muya cazus a zere ous ar pec'het, an titrou a offanç, a ingratiri, a gasseni, a zisprizanç, a insult, a outrach. An insult a gresq dious ma zeo izel an hini he gra, hac huel an hini da beini e zeo grêt. Doue o veza infinimant huel en comparêzon d'an den, an offanç a ra an den d'an Otrou-Doue, a so eta en ur fêçon benac infinit; hac an hirder hep fin demeus a dourmanchou an ifern, a ro dezo ur certen infinite peini a respont ous ar grevusted demeus ar pec'het. Poaniou an ifern a respont c'hoas ous an ezomou demeus hon stad var an douar. Ur brid qer puissant a voa necesser deomp enep d'ar passionou a bere e zomp leun a ziabars ennomp, ha d'ar scandalou pere a so endro deomp. En despet d'ar feiz demeus an ifern, e zeo ampoezonet ar bed; petra e vije hep ar feiz-se? Al libertin peini a essa diminui pe distruja ar feiz-se, ne gomz nemet en faveur ar viç. Furnez ha justiç an Otrou-Doue a c'houlenne eta ma vije un ifern. Qementse a so conform d'e vadelez

memes; rac ma ne vije nemet ar barados, peguer nebeut a dud en em gontraignje evit en meritout? Peguement a Zent o deus dleet o c'honversion, o ferseverang d'ar zònjeson demeus an ifern! Peguement a Verzerien a so en em zoutenet en creis ar c'hruella suppliçou, dre ar memor demeus e dourmanchou an ifern! Profitomp ni hon-unan demeus ar zònjeson-se, demeus ur voyen qen effedus da zervicha Doue ha da veritout an eurusted eternel.

3. Tourmanchou an ifern a dremen ar blijadur a gaver ebars er pec'het. Evit ur blijadur demeus ur moment, a lavar an dud amcredul, n'en eo qet just beza punisset eternelamant. En em drompla a reont amàn c'hoas; rac n'en eo qet ar blijadur, mes ar pec'het a so punisset ebars en ifern. Diminuit ar pez a blijo ganeoc'h ar blijadur a aller da dànva ebars el libertinach; mes seul-vuy e zeo vên ar blijadur-se, seul-vuy e zoc'h coupabl ha direzon da veza en preferet da volonte ho Crouer, d'ar boneur demeus an êu, ha da veza en em exposet da zêvi eternelamant ebars en ifern. Ar suppliçou eus an ifern a dremen ar boan eus ar vertu. Ne allit qet jêni ho speret evit pedi ha medita; ne allit qet arêti ho sqianchou evit en em

zerc'hel en presanç Doue; ne allit qet castia ho corf evit conservi ar burete; penos e soutenfot-u eta ar rigor demeus a dân an ifern? Retorn a rit var ho qis, ne allit qet perseveri ebars er mad; penos eta e tougfot ar boez demeus a eternite an ifern? Ma ve tennet un ene demeus an ifern, hac hi a gavfe difficil ar poaniou demeus ar vertu, ar rigor demeus ar binijen? Ne ancouait qet eta ar pez a ajout hor Zalver : *Guell eo evidoc'h ec'h antrefac'h er vuez gant un troad pe un dorn hepqen, eguet beza tolet ebars en tân eternel gant ho taou droad hac ho taou zorn.* Ia, guell eo beza ebars er barados hep beza tânvêt ar blijadurezou criminel demeus ar bed, eguet beza en ifern, goude beza en em livret dezo. Deomp ol êc'h adres J.-C. ar c'homzou-se : lavaromp-e alies d'on ene, p'en em bresant an occasion da ober ur sacrifiç benac. Guell eo evidout, ô va ene, en em briva demeus ar satisfaccion-se hac en em zovetât, eguet n'en eo he c'hemer hac en em zaoni.

O va Doue, sqoit ebars er bed-man, dêvit, troc'hit, gant ma pardonfot ebars en eternite! Ah! n'en eus netra difficil pa zeo qestion d'en em breservi dious an ifern. Grit, ô va Doue,

ma effacin dre daërou ar binijen epad va buez, ar pec'hejou pere ne ve qet capabl ar flamou eternel da effaci ennòn goude va maro. *Amen.*

CXLVIII. MEDITACION.

Parabolen an Holen. Marc. 9. 48-49.

I. POENT.

Holen a Bunicion.

UNAN demeus a galiteou an holen eo conservi. *Pep den daonet, pe an den daonet en antier, a vezo sallet gant an tân.* Pa ve c'hoant da gonservi qig, e laqer holen diabars ha diavèz, hac ec'h anfoncer ar c'hig ebars en holen. Cetu aze un imach demeus a dourmant un den daonet. Nep andret demeus e gorf, nep faculte demeus e ene ne vezo exant demeus ar suppliç a dân. Hac an tân-se, evel an holen peini a gonserv, a zêvo ha ne gonsumo qet. An den daonet bepret en antier a vezo e vagadurez eternel, a vezo ar victim immortel demeus a justiç Doue peini en eus disprizet, peini en eus offancet, peini n'en eus deurveet ne douja na carout.

II. POENT.

Holen a Vortificacion.

Ha pep victim a dle beza sallet gant holen.

Ur galite al demeus an holen eo uza ar pez a so gatet evit conservi ar rest antier. Al Lezen a ordrene laqat holen en qement a offret d'an Otrou-Doue en sacrifiç, hac an holen-se a so galvet an holen a alianç. Ebars en alianç neve eo ni ar victimou a c'houlen an Otrou-Doue; hac an holen a dle beza appliqet deomp, eo an tribulacion, ar vortificacion, ar binijen. An holen-se a dle consumi ennomp ar pez a so vicius hac a ve capabl d'or c'hol. Mes petra eo ar boan a nebeut a vomentchou peini a zouffromp o castia hor goal inclinacionou, o renonç da guement a el ober deomp coeza er pec'het, en comparêzon d'an tân eternel a beini e zomp gourdrouzet! Ne allomp qet evita an daou : evit peini eta en em rezolvomp-ni? O va Doue, appliqit din an holen demeus a zouffrançou ar bed-màn, purifit va ene, evit ma vezo agreabl dirac ho taoulagad, ha dign da veza consumet ebars er gloar dre an tân demeus ho carantez.

III. POENT.

Holen a Zoctrin.

An holen a zo mad, mes mar col e vlaz, penos e rentfot-u dezàn e zaour? Un deirvet qalite demeus an holen eo assezoni ar meujou.

An holen ebars en Ilis eo an instruccion. Hi a ra deomp caout blaz ebars er pratiq demeus hon obligacionou. Clasqomp an holen sacr-se gant hast; heuillomp ar re a so carguet d'en distribui ha n'en refusont qet. An holen preciusse a el col e vertu, qen evit ar re en distribu, qen evit ar re en receo; evit ar re en distribu, ma n'en eo qet conform o doctrin da hini an Ilis Catholiq, mar rentont inutil o labouriou dre o scandal pe un intancion benac ha ne ve qet agreabl d'an Otrou-Doue; evit ar re a receo an instruccion, ma n'o deus qet ar respet hac an attancion a so necesser, ma ne bratiqont qet ar pez a glêvont. Mar e màn ar mestr ebars en errol, piou en instruo? Mar deo vicius ar predicator, ar c'hôvessour, piou o c'horrijo?

IV. Poent.

Holen a Union.

Bezit holen ennoc'h, ha bezit ar peoc'h entrezoc'h. Un diveza qalite demeus an holen eo tostât an traou, o starda, o c'haledi. Ar peoc'h hac an union eo ar c'haracter absolumant necesser d'an Ilis; union etre ar bastoret ebars en doctrin, union ebars er bobl, dre an oboissanç d'ar bastoret lejitim, union entre an ol galonou dre ar garantez, dre an desinteressamant, an humilite, an douçter. Santimanchou a ambicion en evoa troublet an union entre an Ebestel; J.-C. o adgalv d'ar peoc'h, hac ar pez a lavar dezo, appliqomp-àn deomp hon-unan : *Bezit ar peoc'h entrezoc'h.*

O va Doue, accordit deomp, accordit d'ar bobl christen, accordit d'oc'h Ilis ar peoc'h-se qer desirabl. Digorit daoulagad ar re a droubl an union; grit dezo hanaout ar grevustet demeus ar c'hrim a beini en em rentont coupabl; roit deomp ol ar memes feiz, dindan ar memes chef, evit m'o servichfomp gant joa ha fidelite. *Amen.*

CXLIX. MEDITACION.

Var an offançou. Maze. 18. 15-22.

I. Poent.

Penos e tleomp en em gomporti pa vemp offancet.

1. „ Mar en eus eta ho preur pec'het enep „ deoc'h, it ha represantit dezàn e fot en par- „ ticulier, entre c'houi hac én hepqen; mar se- „ laou ac'hanoc'h, o pezo goneet ho preur. „

Pe èn en eus grêt ur manq benac en oc'h andret, pe c'houi oc'h eus remerqet ennàn un dra benac hac a ouffe beza occasion a scandal; pe c'houi a so e superior, e egal pe e inferior, n'en disprisit qet, ne vezit qet hep interest evit e zilvidiguez; ne zelaouit nac oc'h humor nac ho passion; grit ar pez a c'houlen diganeoc'h ar garantez hac ar furnez; it d'en caout, reprenit-àn gant douçter entre c'houi hac én. Mar selaou ac'hanoc'h, oc'h eus goneet ho preur, a beini oc'h eus grêt ur mignon, o renta dezàn ar peoc'h hac ous en laqat ebars en hent ar zilvidiguez. Hac a gassoniou, a inimitieou, a brocejou, a scandaliou a vije mouguet adalec o c'homançamant, m'en em guemerjet evelse evit corrija ar breudeur! Mes selaou a rêr an orgouill, ar vanite, ar venjanç; ober a rêr trous en ur lavaret ne glasqer neme ar virione hac ar justiç.

2. *Mes ma ne zelaou qet ho preur ac'hanoc'h, qemerit ganeoc'h ur personach pe zaou, evit ma vezo soutenet pep tra var c'hir daou pe dri dest.* Marteze an apparanç-se a justiç, peini a venach e zempladurez hac e reputacion, a rêy impression varnezàn, hac evel ne allo nac'h nac e fot, nac e rezistanç, ec'h antreo ennàn e-unan, e reparo ar manq qenta, gant aon rac ar suitou demeus an eil.

3.

3. *Ma ne zelaou qet an testou, lavarit se d'an Ilis; ha ma ne zelaou qet an Ilis, ra vezo evidoc'h evel ur payan hac ur publican.* Ma ne zelaou nac oc'h avertissamanchou na re ar personachou oc'h eus qemeret, mar qendalc'h ebars en e gassoni, en e zizurzou, en e erroliou, e vad e-unan, ar mad publiq a oblich ac'hanoc'h d'en denonç d'an Ilis. Erfin ma ne zelaou qet an Ilis, n'o pezit muy a liêzon gantàn, n'en recevit muy ebars en oc'h assambleou a Relijion, hervez exempl ar Judevien, pere ne bedent qet gant ar bayanet hac ar publicanet. Maleur d'an hini ne zelaou qet an Ilis, pa n'en eus ermès anezi na silvidiguez na guir zantelez.

II. Poent.

Pouar accordet d'ar Bastoret; avantach ar beden gomun.

1. *En guirione, me lavar deoc'h, qement o pezo amaret var an douar, a vezo amaret ebars en én; ha qement o pezo diamaret var an douar, a vezo diamaret ebars en ên.* Trugarecaomp J.-C. da veza roet da guenta Pastoret e Ilis, hac en o fersonach d'o heritourien, ur ponar qen etandu ha qer necesser evit conservi ar feiz, an urz hac ar vuez-vad. Guelomp ha ni en em vir ous ar pez a zifen ouzomp

an otorite apostoliq, ha ni a gondaon ar pez a so condaonet ganti. Hastomp caout recours dezi evit beza diamaret dious hor pec'hejou; qement a vezo diamaret ganti var an douar a vezo diamaret ebars en êu, gant ma tigassimp demeus hor c'hoste an disposicionou necesser.

2. *Me lavar deoc'h c'hoas penos mar en em accord daou ac'hanoc'h assambles var an douar, petra ben e a c'houlenfent, e vezo accordet dezo gant va Zad, peini a so en énvou.* Dre ar c'homzou-se J.-C. a zisq deomp 1. penos goude ma voe disperset an Ebestel, pepini anezo a elle exerci ar pouar da varn ebars er plaç en peini en em gave, hac o successoret a el en exerci ebars er plaçou evit pere o deus ar mission; 2. penos e tleont consulti o c'henvreudeur pe ur re benac demeus o Bêleyen; 3. penos qent eguet barn, e tleont goulen sclêrijen an êu dre o fedennou. Mes an disfaziustet absolu n'en eo bet prometet nemet d'ar C'horf demeus ar Bastoret unisset gant o Chef.

3. *Rac en pelec'h benac ma zeus daou pe dri bersonach assamblet em hano, me en em gav eno en o c'hreiz.* Dre ar c'homzou-se J.-C. a zoug ac'hanomp d'en em gaout ebars en assamblé an dud evit pedi, da vont d'an

Ilis, d'or paros en amzer ar beden, d'en em laqat ebars er societeou en pere e peder gant ferveur, d'en em unissa gant an dud devot evit goulen certen graçou, erfin da ober ebars en hon tiez ar pedennou en comun. J.-C. a assur deomp penos en em gav en creiz ar re a so assamblet evelse en e hano. Pebes boneur evidomp ô va Zalver, gouzout e zoc'h ganeomp, gallout reuta deoc'h hon homachou, adressi deoc'h hor pedennou! Pebes madelez en em gaout en creis ho servicherien evit o zelaou, o c'honsoli, o c'hreât, o exoci! Mes pebes confusion evidòn, ma n'en òn presant deoc'h nemet a gorf, mar deo egaret va speret, dissipet va c'halon, mar deo el lec'h m'en em gavit c'houi, en em gavàn me an nebeuta! Pelec'h eta ec'h allân beza guell eguet ganeoc'h? N'em eus-me interest ebet da chom ganeoc'h? N'em eus-me netra da zouja na da c'hortos demeus ho perz? N'em eus-me ezom ebet, n'em eus-me netra da c'houlen diganeoc'h? Pebes maleur evidòn! Qeita ma zeo egaret va ene, real a so ganeoc'h, a jouis demeus ho presanç, a so recompancet demeus o fidelite hac o ferveur; en em unissa a rit gante muyoc'h-muy, exoci a rit o ol deziriou. An amzer

demeus an orêzon a so evite un amzer a zeliçou; gant poan er guelont o finissa, ha gant hast er guelont o retorn. Evidòn, er c'hontrol, amzer an orêzon a zo un amzer a anui; gortos a ràn ar fin gant impaciantet, sortial a ràn gant dissipacion, ne retornàn nemet gant dic'hont, punicion just demeus va lachete.

III. Poent.

Madelez e qever ar re a offanç ac'hanomp.

1. *Neuze Pêr o tostât ous Jesus, a lavaras dezàn: Otrou, pet guech e tleàn-me pardoni d'am breur, pa en devezo pec'het enep dìn? Pardoni a rìn-me dezàn bete seiz guech?* Consultomp an Otrou-Deue, mes gortozomp e respont, gant aon o credi e heuillomp e sklêrijen, ne ve hon devalijen hon-unan a heuillfemp. Consultomp tud fur ha vertuzus, mes evit heuill an avizou mad a roint deomp, ha nonpas evit o zenna d'hor zantimant-ni. S. Pêr a zouete hac én a ellet pardoni bete seiz guech. Ah! peguer stris eo hor c'halonou! Selaouomp ar Mestr celestiel, guelomp an ol etandu demeus e garante.

2. *Jesus a respontas dezàn: ne lavaràn qet deoc'h bete seiz guech, mes bete deg ha triuguent guech seiz guech.* Da lavarat eo, hep cont, hep muzur. Carante Doue en hon andret

a so infinit, hac a dle regli hor c'harante en qever hon nessa.

O carante, ô paciantet infinit demeus va Doue! Petra e vijen-me ma ne vije sortiet an gomz divin-se demeus ho qinou? Petra e vijen goude qement a adfeillou, ma ne vije infinit ho misericord, ma ne hanaveje qet ho Ministret an immansite anezi, ma n'o dije qet appliqet din he effejou saluter! Gant peseurt douçter eta ne recevìn-me qet va-unan ar re o devezo abuset mil guech demeus va madelez! Gant peseurt paciantet ne bardonìn-me qet an offançou a rêr din va-unan! Digorit va c'halon, ô va Zalver! grit ma qarìn ho Lezennou douç ha m'o laqìn en pratiq. *Amen.*

CL. MEDITACION.

Parabolen an dleour. Pardon an injuriou.
Maze. 18. 23-57.

I. Poent.

Madelez ar Mestr en qever ar zervicher peini ne al qet péa.

1. „ Abalamour da-se Rouantelez anênvou „ a so comparajet ous ur Roue peini a fellas „ dezàn antren en cont gant e zervicherien,

„ hac o veza comancet da ober renta cont, e voe „ presantet dezàn unan peini a dleye dezàn dec mil talant. „ Hirio, ebars er retret-màn, er goël-màn, en orêzon-màn, e fel d'an Otrou-Doue antren en cont ganeomp; profitomp demeus un occasion qer favorabl; êruout a rafe un deiz en peini e vemp forcet, ha ne gafemp qet ar memes avantajou; evelse rentomp hor c'hontchou a feiz vad. Petra hon eus-ni grêt demeus ar madou en evoa laqet ar Roue hor Mestr entre hon daouarn? Da betra hon eus-ni implijet ar c'horf-se, an ene-se, ar speret-se, ar galon-se, ar c'hredit-se, ar binvidiguezou-se, an talanchou-se, ar graçou-se, an instruccionou-se, ar Sacramanchou-se? Hanaveomp gant confusion, penos hon eus abuset demeus an ol vadou-se, penos e zomp en em zervichet anezo evidomp hon-unan, evel pa vijent bet deomp; hon eus-e dissipet, hac e zomp dleourien d'on Roue demeus ur som immanç, peini a dremen hon ol faculteou.

2. *Mes evel n'en evoa qet peadra evit pêa, evestr a ordrenas ma vije guerzet gant e vreg, e vugale ha qement en devoa, evit satisfia d'an dle-se.* Guir ar mestr a voa qementse, hac an urz a voa just. An Otrou-Doue en dije guir nonpas d'on guerza, mes, goude beza lamet diganeomp an ol vadou a bere hon eus abuset, d'on livra da jamès d'ar re da bere e zomp en em verzet, d'an diaoul ha d'an ifern, evit ober deomp pêa hon dle dre ur suppliç eternel. Setanç terrubl! Maleur d'an hini he recevo deiz ar Varn, abalamour neuze e vezo irrevocabl! Eurus an hini he medit bremàn, abalamour ma fournis J.-C. deomp ar voyen ne vezo qet prononcet en hon enep.

3. *Mes ar zervicher-se, ous en em deurel ous treid e vestr, en conjure, en ur lavarat: qemerit paciantet, ha me bêo tout deoc'h.* O peguer direzon eo an hini a c'hortos da ober ar beden-se en articl ar maro, pa ne vezo muy a amzer! Ah! hirio, bremâ e tleomp he ober, mar fel deomp beza exocet. Hirio eta peguen immanç benac ma ve hon dle, peguer bras benac e ve an niver hac ar grevustet demeus hor pec'hejou, en em humiliomp dirac Doue, en em brosternomp ous e dreid hac ous re e Vinistret; eno huanadomp, goelomp, hanaveomp hor fot, goulennomp amzer evit he repari, hac implijomp ar rest eus hon deiziou evit en em acquita.

4. *Neuze Mestr ar zervicher-se o caout*

truez outàn, en lezas da vont, hac a bardonas dezàn e c'hle. Cetu aze hor Mestr, hon Roue, hor Barner. J.-C. a bropos deomp ar barabolen-se; ne gompren eta nemet ar virione hep cresqi netra. Ia, ar brassa pec'her, ar pec'her ar muya infam hac ar muya scandalus, peini en eus offancet hac outrajet J.-C. en mil fèçon, en qement en eus gallet, qerqent ha ma en em humili gant sincerite, J.-C. en eus truez outàn; qerqent ha ma c'houlen graç, J.-C. a rent dezàn al liberte; qerqent ha ma promet satisfia, J.-C. a bardon dezàn e c'hle. O madelez, ô trugare, ô carantez infinit demeus hon Doue, penos ec'h allomp-ni nonpas ho carout! Penos goude ur pardon accordet gant qement a larguentez, ec'h allomp-ni c'hoas oc'h offanci! Ah! hor brassa fot a vezo, mar en em gavomp carguet a c'hle en deiz ho Parnidiguez!

II. Poent.

Crueldet ar zervicher en andret ur zervicher al.

1. *Mes ar zervicher-se ne voe qet qent sortiet, ma cavas unan demeus e gompagnonet peini a dleye cant diner dezàn.* Avichou o sortial demeus an Ilis, demeus an Tribunal,

dious an Dol sacr, goude beza recevet ar brassa graçou, e qaver an occasion da zisqeuz d'an Otrou-Doue an anaoudeguez vad hac ar fidelite, da bratiqa ar verta, ar garante, ar baciantet, an douçter, da rezista ous tentacionou violant; mes mar coezer adalec ar gamad qentà, mar bezer ingrat ha traitour, petra a dleer da zònjal demeus ar gonversion?

2. *Cregui a eure en e c'houzoug, qazi en mouga a rè, en ur lavaret: rent din ar pez a dleez.* Ar recit-se a ra orrol deomp; mes ha n'en eo qet evelse e veler ar greançourien pinvidiq o treti o dleourien ezomec, e veler tud orgouillus, venjançus o c'houlen ar reparacionou, ar satisfaccionou? N'on eus-ni rebech ebet da ober deomp hon-unan var ar poentchou-se?

3. *E gompagnon ous en em brosterni d'an douar, en conjure, en ur lavarat: o pezit truez ouzìn, quemerit paciantet, ha me a rento deoc'h qement a dleàn; mes ne fellas qet dezàn er zelaou, hac e ras en laqat er prizon, qen a bèje e c'hle.* Comportamant meurbet indign, ispicial goude ar faveur en evoa obtenet e-unan dre ar memes peden. Mes ni pere a bed bemde an Otrou-Doue, pere hon

eus en pep moment ezom demeus e zicour hac e vizericord, penos e recevomp-ni pedennou hac excuzou ar real; ne imitomp-ni qet ar c'hreançour impitoyabl-se?

4. *Ar zervicherien al, e gompagnoned, o veza guelet ar pez a voa c'hoarvezet, hac o veza membet, touchet a guementse, a deuas da gaout o mestr, hac a rentas dezàn cont eus qement a voa éruet.* Doue n'en eus qet ezom e ve rapportet dezàn ar pez a diemen, guelet a ra tout; sansibl eo ous an daerou a scuill ar paour grevet; mes indignacion ar Zent hac an Æl ez ebars en êu, huanadou an dud just var an douar, testou demeus a gundu an dud cruel ha barbar, ne baouezont o sollicita venjanç enep dezo; hac ar venjanç-se, peini ne el qet manqout abret pe zivezat, a vezo seul-terruploc'h, ma vezo bet arêtet hir amzer.

III. Poent.

Justiç ar Mestr e qever ar zervicher didruez.

1. *Neuze e Vestr a ras en guervel.* Appel terrubl! Urz souveren, ous peini ne el den rezista. Tud Pinvidiq, tud Vras, tud Galloudus, Rouane, Impalaeret, Mestrou ar bed, ho Mestr a c'halv ac'hanoc'h, nonpas gant ar

voez a c'hraç hac a vizericord, gant peini en eus ho calvet qerlies da observi e Lezen, ha peini oc'h eus bepret dispriset; mes gant ar voez a buissanç absolu, gant peini en eus o tennet a netra ha rost deoc'h ar vuez hac ar madou a bere oc'h eus abuset. Ho qervel a ra; parissit diraxàn, rentit cont demeus ho comportamant. En em gundui a refomp-ni bepret evel pa ne vije mestr ebet dreist deomp? Beva a refomp-ni bepret evel pa na dlefemp qet mervel? Ah! retorn a ràn ouzoc'h, va Doue, gant glac'har ha daerou; pardonit dìn evel ma pardonàn; grit dìn misericord qent an deiz terrubl-se en peini em galfot, ha ne gavìn ennoc'h nemet ur justiç rigorius ha ne allo netra he appesi.

2. *Neuze ar mestr a lavaras dezàn: servicher mechant, me am eus pardonet deoc'h qement a dleyec'h dìn, abalamour moc'h eus va fedet; ne dleyec'h u qet ive caout truez ous ho compagnon, evel m'am eus bet me truez ouzoc'h?* Me, ho Mestr hac ho Toue, em eus pardonet deoc'h offançou grevus hac hep niver; ha c'houi noc'h eus qet deurveet pardoni d'o preur offançou pere ne allont beza nemet lijer etre ho preur ha c'houi, en comparêzon d'ar re a ra ur c'hrouadur

d'e Grouer. Me am eus selaouet ho pedennou ha rentet deoc'h va graçou-mad; ha c'houi, insansibl ous pedennou ho preur, oc'h eus antretenet enep dezàn ur gassoni diremed. Me am eus ho tretet gant truez ha madelez; ha c'houi, dre ho comzou hac oc'h accionou, a ra d'an ol hanaout an inimitie a gonservit ebars en ho calon.

3. *Qerqent ar mestr en coler en livras etre daouarn Ministret ar Justiç, qen en dije péet e c'hle en antier.* Compren a reomp-ni penos ar goler-se eo coler un Doue; penos Ministret ar Justiç eo an drouc-sperejou; penos ar supplic eo tân an ifern; penos an termen demeus an bêamant eo an eternite peini n'he deus qet a dermen?

4. *Evelse e treto va Zad celestiel ac'hanoc'h, ma ne bardon pepini ac'hanoc'h d'e vreur eus a greiz e galon.* Amàn, pebes sourcen a gonsolacion evit an dud, pebes moyen a vizeri-cord evit ar brassa pec'herien, ma carfent profita anezi! Mes en despet da bromessaou ha gourdrouzou J.-C., petra a velomp-ni bemde en creiz ar gristeniach? Tud just pere a dle nebeut hac a bardon tout, pec'herien pere a so dleourien d'an Otrou-Doue, demeus a boaniou a bere

e voar spontet evite, pere a alfe en em acquita o pardoni, ha ne fel qet dezo en em resolvi d'en ober. Ah! pel diouzomp ur maleur qer deplorabl. Pardonomp, mes pardonomp a galon vad. O parissa en em accordi gant hor breudeur, dioüallomp ne gonserfemp santimanchou a yenien, nebeut differant dious ar gassoni. Intêrojomp hor c'halon; guelomp hac én a so sincer hor c'homzou hac hon demarchou evit ar reconciliaciou.

O va Doue, ha me a ouffe c'hoas treti va breudeur gant caleder, goude noc'h eus tretet ac'hanòn gant qement a vadelez! Pardoni a rit din ar brassa pec'hejou, antieramant hac evit bepret; ha me ne bardonfen qet ar fotou lijera; a c'houlenfe satisfaccionou dreist-ordinal; a gonservfe yenien, ne garfen qet va nessa! Me a bretantfe en em dispansi demeus ar pez a ordrenit din e qever va breudeur, goude noc'h eus daqet muzur ebet d'ho carantez em andret! Renta a rit ac'hanòn evel mestr demeus ho Coad, ous en appliqa din dre ar pardon eus an offançou; profita a rìn demeus ur voyen qen effedus evit prena va fec'hejou hac assuri va zilvidiguez. Carout a rìn an ol a greiz va c'halon, evit ma qavìn ennoc'h en heur va

maro ar vadelez tener demeus ar mestr-se, ar Roue-se, dindan imach peini e zoc'h en em represantet ebars en Aviel. *Amen.*

CLI. MEDITACION.

Ur Guær a Zamari a refus an antre da Jesus. Luc. 9. 51-56.

1. „ Evel ma tostàe an amzer en peini e „ tleye Jesus beza lamet demeus ar bed, e „ tisqeuzas ur vizach assuret, ebars en desseign „ d'en em renta en Jerusalem. „ Abars var-dro c'houec'h mis e tleye Jesus accomplissa e zacrifiç ebars er guær gapital-ze. Ar fermete demeus e ene ne bermete qet en dije zon rac ar plaçse demeus e zouffrançou. An nerz, an assuranç a Jesus a dle ober hon hini. Deomp elec'h ma c'halv an Otrou-Doue ac'hanomp, peseurt injurion benac, peseurt tourmanchou benac a ouffe beza preparet deomp. Pa dostao an amzer deomp da zortial eus ar bed-màn, en em armomp demeus a nerz Jesus enep d'ar poanion eus ar maro, hac enep d'ar spont rac ar varnidiguez. En em dolomp neuze etre e zivrec'h, laqomp hon destinacion etre e zaouarn, ha bezomp sur penos e ray deomp

trec'hi an ol difficulteou, hac hor c'hunduo dre ur maro zantel d'an demeuranç demeus ar gloar en peini e zeo antreet evit hor guervel d'y var e lerc'h.

2. *Hac e caças aroc dezàn personachou evit anonç e zonidiguez. Ar re-màn o veza éru, a antreas ebars en ur guær eus ar Samaritanet evit prepari dezàn ul lojamant; mes an dud eus ar guær-ze ne fellas qet dezo e receo, abalamour ma païsse mont da Jerusalem.* Ar Samaritanet ne allent qet souffr ar Judevien, pere a zisprize gant rêzon an Templ neve a Zamari, evit henori an Otrou-Doue hepqen ebars en Templ a Jerusalem, batisset ha neveêt dre e urz, hac otorizet dre e viraclou. Evelse ar bed a bersecut c'hoas ar re a heuill ar maximou ancien demeus ar feiz, hac an exerciçou demeus ar guir devocion. O Jesus, peguen alies em eus refuset deoc'h an antre eus va c'halon, evit lezel da rën ennòn ar pec'het, va fassionou, an ol maximou fos demeus ar bed! Ne ignoren qet piou e oac'h, en disqet em boa adalec va c'hatekis, mil avertissamant eus ho perz o devoa anoncet din ho tonidiguez; mes douja a ren ac'hanoc'h, abalamour ma felle deoc'h va zovetât, ha me a felle din en em

gol. Pardonit diu va dallidiguez, ô Jesus! deut da loja ebars em c'halon, chomit ha rënit ennòn, n'em abandonit qet pelloc'h... Peseurt avantajou n'en dije qet proculet ar bresanç a Jesus d'ar Samaritanet pere a refuzas en loja! A beseurt madou n'en em briv qet an hini a refus da Jesus an antre demeus e galon, pe er chasse dre ar pec'het, goude beza en recevet dre ar c'hraç!

3. *Jacqes ha Yan, Disqibien da Jesus, o veza guelet ar pez a voa c'hoarvezet, a lavaras dezàn: Otrou, ha c'houi a euteur ec'h ordrenfemp d'an tân eus an êu disqen hac o c'honsumi?* Jesus en evoa roet d'an daou Abostol-se an hano demeus a vugale ar c'hurunou, ha souten a reont amàn an ol sinificacion eus an hano-se. Hanaout a reont puissanç o Mestr, mes ne hanaveont qet e speret. Ely en evoa grêt disqen an tân demeus an êu var ar re a deue d'en insulti; mes Jesus a so opposet antieramant da Ely ebars er poent-se. Calz, o velet an outrajou grêt c'hoas bemde da Jesus, d'e Relijion, d'e Ilis, a zezirfe miraclou a buissanç evit venji cos an Otrou-Doue; mes miraclou a humilite, a zouçter hac a baciantet eo a c'houlen Jesus digant e zervicherien. Petra

e vijen bremàn, ô va Doue, ma vijec'h en em armet demeus ho curunou qerqent ha m'am eus-àn meritet? Ho paciantet en eus trec'het va rezistanç, ho touçter he deus triomphet demeus va maliç. Rënit var ur galon peini, goude beza meritet ho coler, a so bet goneet dre ho madoberou.

4. *Jesus o veza troet oute, o reprenas stard, hac a lavaras dezo: ne ouzoc'h qet a beseurt speret e zoc'h; Mab an Den n'en eo qet deut evit col an dud, mes evit o zovetât. Hac ec'h ejont da ur bourg al.* Al Lezen neve, pel dious permeti ober droug d'ar re a refus ober vad deomp, a ordren renta ar vad evit an droug. O peguer dign eo da veza caret an hini ne deu nemet evit hor zovetât! Tud ingrat! penos ec'h allomp-ni refus dezàn hor c'harantez? Tud disqiant, perac, e lec'h heuill an hini ne fel dezàn nemet hor zovetât, en em livromp-ni d'an hini ne fel dezàn nemet hor c'hol hac hon daoni? Eurus ar bourg peini a brofitas demeus a infidelite ur guær orgouillus, hac en evoe an avantach da bossedi Jesus!

Allas! petra a zervich da ur guær, da ur Rouantelez, o gloar hac o madou, ma n'en oc'h qet hanaveet enne, ô Jesus! mar deo chasseet anezo ho Relijion? Ah! guel eo ganén chom ebars er

mizerapla cabanen, ebars er paoura vilajen, elec'h ma zoc'h hanaveet, caret ha servichet. Petra a zervich da un den beza bras, savant, pinvidiq, galloudus, ma n'en eus qet ar feiz, ho craç hac ho carantez? Ra vezìn dispriset evel an diveza demeus an dud, gant ma possedìn ac'hanoc'h ebars em c'halon. O Jesus, n'em abandonit qet evit mont en plaç-al; ha mar rebut ur re benac ac'hanoc'h, deut davidòn, cresqit din ho faveuriou, evit ma cresqìn va c'harantez ha va ferveur. *Amen.*

CLII. MEDITACION.

Ar Stad Ecclesiastiq pe Relijius.
Luc. 9. 57-62.

1. „ Evel ma voant en hent, unan benac „ a lavaras dezàn : me a heuillo ac'hanoc'h, „ e pelec'h benac ma zeot. Jesus a respontas: „ Al lern o deus o zoullou, ha lapousset an „ ên o neizou; mes Mab an Den n'en eus „ qet a blaç evit reposi e benn. „ Qent eguet en em angaji ebars er stad Ecclesiastiq pe Relijius, e tleer examina erfat ar poaniou en em gav enne; poaniou a gorf, poaniou a speret, poaniou a volonte. Goude beza en em angajet, e tleer o zupporti gant courach.

Qent ha goude an angajamant, ar voyen da drec'hi an ol difficulteou, eo consideri penos J.-C. eo hon exempl, hor zouten hac hon recompanç. Ar bed en eus ive e boaniou, mes ne zisq qet deomp o zupporti gant paciantet ha gant profit. Ar pez a zouffrer evitàn, a zouffrer hep consolacion, hep esperanç.

2. *Neuze Jesus a lavaras da un al: Heuilli ac'hanòn; mes respont a eure: Permetit ma zìn aroc da entéri va zad. Ha Jesus a lavaras dezàn: Lezit ar re varo da entéri ar re varo; evidoc'h, it, hac anoncit Rouantelez an Én.* Evit nonpas manqout da zessenniou an Otrou-Doue e tleer, qent en em angaji, dioüal ous an dissipacion a speret, peini a ampech da glêvet moez an Otrou-Doue; ous an occupacion demeus an afferaou, peini a ra differi da oboissa da voez an Otrou-Doue; ous an affeccion evit ar bed, dre beini e vouguer moez an Otrou-Doue. Goude beza en em angajet, e vezer en risq da vanqout d'an obligacionou dre ziegui, dre zissipacion, pe dre zisfianç. Qent ha goude an angajamant, ar voyen da evita an ol dànjeriou, eo consider ar c'hraç, ar gloar hac ar boneur demeus ar vocacion, evit en em douguen da accomplissa an ol deveriou gant fidelite ha ferveur.

3. *Un al a lavaras c'hoas da Jesus : heuill a rìn ac'hanoc'h, Otrou, mespermetit ma zìn aroc da guemer conje digant ar re a so em zi. Jesus a respontas dezàn : Piou benac o veza laqet an dorn var an aler a zel var e lerc'h, n'en eo qet propr evit Rouantelez an Otrou-Doue.* Qent en em angaji, e tleer renonç d'ar pez a bosseder, antieramant, prontamant ha gant courach. Goude beza en em angajet, arabet eo consideri en traou da bere e ve renoncet. Qent ha goude an angajamant, evit perseveri, sellit aroc deoc'h. Pa ve crog al labourer en aler, ne zonj nemet cundui hac avanç e labour. Dious e exempl, sellit al labour oc'h eus antreprenet, ho santificacion hac hini ar real. Sellit Jesus peini a heuillit; dindan e gundu ne allit qet en em egari, dre e c'hraç e vezot bepret crén. Sellit ar fin demeus ho labour peini a so tost, ar maro peini a zistrujo pep tra, ar Varn peini a zecido a bep tra, an eternite peini a bunisso pe a recompanço pep tra.

Pebes consolacion, pebes boneur evidòn, pa vezìn êru en termen-se, mar em be tremenet va bue'o servicha an Otrou-Doue gant courach ha perseveranç! Ar c'hraç-e a c'houlennàn diganeoc'h, ò va Jesus! *Amen.*

CLIII. MEDITACION.

Ar choaz hac ar mission demeus an daouzec ha tri-uguent Disqib. Luc. 10. 1-16.

I. Poent.

An Aviel prezeguet.

1. Peseurt moyenou o deus implijet Disqibien J.-C. evit convertissa ar bed? *Goude-se, an Otrou a choazas daouzec ha tri-uguent Disqib al pere a gaças aroc dezàn daou-ha-daou d'an ol guæriou, ha d'an ol blaçou da bere e tleye mont e-unan, hac e lavaras dezo : an eost a so bras hac an niver eus al labourerien a so bian; pedit eta ar Mestr eus an eost da gaç labourerien d'e eost. It, me a gaç ac'hanoc'h evel oaned e creiz ar bleizi; ne zouguit na sac'h, na yalc'h, na boutou, ha ne zaludit den ebars en hent. En peseurt ti benac ma antreot, lavarit da guenta : ar peoc'h ra vezo ebars en ti-màn, ha mar d'eus eno ur buguel benac a beoc'h, ho peoc'h a reposo varnezàn, otramant e retorno varnoc'h. Chomit ebars er memes ti, o tébri hac oc'h eva ar pez a vezo servichet deoc'h, rac an hini a*

labour, a verit e saler; ne dremenit qet a di da di, hac en peseurt qœr benac ma antreot hac e viot recevet, débrit ar pez a vezo presantet deoc'h. Guellait an dud clàn en em gavo eno, ha lavarit dezo : Rouantelez Doue a so tost deoc'h. Ebars en Ebestel hac en Disqibien carguet da chench faç ar bed, consideromp 1. an niver. Bian eo, ha c'hoas en em dispersont, ha n'en em gavont nemet daou assambles; n'en int capabl eta na da sponta na da gontraign den. 2. O nerz. Hini an dênved e creiz ar bleizi; da lavarat eo, un douçter peini a zouffr tout, nonpas hepqen hep en em difen, mes memes hep en em glêm. 3. O madou. Guisqet int simplamant, dibourve a bep tra al. 4. O c'hredit. N'o deus na mignonet na protectoret. 5. O antre ebars en ur guær pe ebars en un ti. Anonç a reont ar peoc'h, hac he rêy a reont d'ar re he c'har. 6. O fêçon da veva. Simpl evel o guisqamant. 7. O zalanchou. Ne ouzont nemet J.-C.; n'o deus qen eloqanç nemet lavarat : Rouantelez an Ên a so tost, ar Messi a so deut, grit pinijen. Erfin, o oberou. Guellât a bep seurt tud clàn, delivra an dud possedet, gant ur gomz, dre an hano hepqen a J.-C.

2. Peseurt effet o deus produet ar voyenouse? Dre ar voyenou-ze ar guir Doue a so bet hanaveet var an douar, e Vab a so bet adoret evel ar memes Doue gantàn ha gant ar Speret-Santel. Pelec'h e màn ar foul imanç-se a Zoueou adoret guechal gant an ol nacionou? pelec'h e màn o zemplou hac o bêleyen? pelec'h e màn o frotectoret, an dirantet hac ar philosophet? Disparisset int ol, ha Disqibien J.-C. o deus grêt ar chenchamant-se. An ol o deus-àn guelet, en guelet a rêr c'hoas; ne aller qet en nac'h. Mar o deus grêt miraclou, e zeo divin ar chenchamant; ma n'o dije qet grêt a viraclou, ar chenchamant a vije brassoc'h miracl eguet an ol viraclou al. Hanaout a reomp an divinite demeus hon Relijiou; eurus ma observomp ar gourc'hemennou a ra deomp.

II. Poent.

Maleur a re n'o deus qet recevet an Aviel.

Ebars en abus pe en nebeut a brofit a rêr demeus a c'hraçou Doue, ec'h aller hanaout tri degre a valiç, ous pere e respont tri degre a bunicion.

1. *Mes en peseurt qœr benac ma antreot, ma ne vezit qet recevet mad, it ebars er ruyou ha*

lavarit : hija a reomp enep deoc'h ar poultr memes eus ho qær, peini a so en em staguet ous hon zreid : goezit gouscoude penos Rouantelez an Én a so tost deoc'h. Me zicléry deoc'h penos en deiz diveza, Sodom a vezo trétet gant nebeutoc'h a rigor eguet ar guær-ze. Ar c'henta degre-se a bunicion a so rezervet evit ar re pere ne fel qet dezo beza instruet. Ar sclêrijen en em denn dioute; chom a reont ebars en o ignoranç, ebars en o zantimanchou fos, ebars en ancoua demeus an Otrou-Doue, ha memes ermèz an Ilis, ma n'o deus qet recevet ar feiz, pe mar o deus renoncet dezi. Mes en deiz diveza, ar c'hrimou brassa a vezo punisset gant nebeutoc'h a rigor eguet an dallidiguez volonter-ze.

2. *Maleur dit, Corozaïn! maleur dit, Bethsaïda, abalamour ar miraclou a so bet grét ennoc'h, ma vijent bet grét en Tyr hac en Sidon, pel a so o dije grét pini en dindan al ludu hac ar reün. Abalamour da se, Tyr ha Sidon a vezo tretet gant nebeutoc'h a rigor eguedoc'h deiz ar Varn.* An eil degre-se a bunicion a so rezervet d'ar re pere, instruet evel en despet dezo, a hanav o obligacionou, hac a vev evel pa n'o hanavejent qet, en em

abandon d'o deziriou direglet, n'o deus nemet ur feiz maro, n'o deus demeus ar Relijion nemet un diavèz tromplus benac, ha certen pratiqou a gustum, ne hanaveont na pinijen na mortificacion; a gred ne zel qet ar vertuziouse oute. Mes en deiz bras, o funicion a vezo terruploc'h eguet hini ar bayanet.

3. *Ha te, Capharnaüm, savet betec an éf, te a vezo izellét betec an ifern.* An drede degre-màn a bunicion, a zel ar re pere o veza recevet graçou particulier, o veza bet galvet da ur stad muyoc'h parfet, a ancoua ar zantelez da beini e zint oblijet, evit cundui ur vuez monden. Precipitet e vezint en fonç an ifern, izelloc'h eguet ar brassa pec'herien. Maleur din, me peini en eus refuset qement a c'hraçou hac abuset a guement a real. Me a so muyoc'h coupabl eguet ar c'hæriou ar muya ingrat. Pinijen eta, ô va ene; n'en eus qen moyen da appezi coler an Otrou-Doue.

4. *An hini a zelaou ac'hanoc'h, a zelaou ac'hanòn; hac an hini a zispriz ac'hanoc'h, a zispriz ac'hanòn. Mes an hini a zispriz ac'hanòn, a zispriz an hini en eus va digacet.* Cetu aze ar c'hrim eus an hini a zispriz moez ar Bastoret a so roet dezàn gant Doue evit e gundui.

Dispriza a ra J.-C., dispriza a ra an Tad gant peini e zeo bet digacet J.-C. Mes cetu aze ive consolacion an den fidel, peini a zelaou moez an Otrou-Doue, moez J.-C., o selaou moez e Bastoret.

O va Doue, pecaurt sommission em eus-me bet da urzou ar se oc'h eus roet din evit va gouarn? N'en òn-me qet coupabl demeus an disprisanç-se peini a goez var ho Mab, ha varnoc'h memes? Roit din an humilite, ar simplicite, ar fidelite qer necesser evit profita demeus ar guirioneou oc'h eus disqet din pe a zisqer din eus ho peurs, evit respont ous ar graçou particulier em eus recevet hac a recevàn c'hoas bemde *Amen.*

CLIV. MEDITACION.

An Disqibien a zistro da gaout Jesus.

Luc. 10. 17-24.

I. Poent.

Joa an Disqibien.

1. „ Mes an daouzec ha tri-uguent Disqib a retornas leun a joa, en ur lavarat : Otrou, an diaoulou a so assujetisset deomp en oc'h hano. „ Ar re a labour evit silvidiguez an eneou, gant zêl, ferveur hac en Hano Jesus, o deus lod ebars en joa an Disqibien. Guelet a reont an drouc-sperejou o cedi d'an Hano a Jesus, ar c'halonou ar muya caled ous en em gonvertissa, ous en em reconcilia, o restitui ar madou drouc-acquisitet, o renonç da blijadurezou ar c'hig, hac ous en em soumeti d'ar rigor demeus ar binijen.

2. *Jesus a lavaras dezo : guelet a rân Satan o coeza demeus an én evel ul luheden.* Dre ar c'homzou-se, Jesus a zisclêry d'e Zisqibien penos pouar an drouc-sperет a so finisset; anonç a rê dezo, evit n'en c'homprenent qet neuze, penos an idolatriach a yê da veza distrujet. Pebes joa evidomp-ni pere a vel ar brediccion-se accomplisset! Pebes confianç ne dleomp-ni qet da gaout ebars en hano a Jesus enep d'an drouc-sperejou? Mes pebes maleur evidomp, mar cav an diaoul, chasseet a lec'h al, ur retret ebars en'hor c'halon, mar be adoret ebars en secret hon ene, mar en servichomp dre hon œuvrou, hon desiriou hac hor zònjezonou!

3. *Cetu em eus roet deoc'h ar pouar da foula dindan ho treid ar serpantet hac ar*

c'hruguet, hac ol bouar an adversour, ha netra ne allo noazout deoc'h. Calz a Zent o deus grêt guir evit guir a pez a lavar amàn J.-C. Mes ar pouar-se a so un imach demeus ur pouar al huelloc'h, peini a rent an Ilis victorius var ol efforchou an drouc-speret, var ar schism, an heresi, al libertinach, ar persecucionou. He bugale o deus ol lod ebars er pouar-se; nà tentacionou ar c'hig, na finessaou an drouc-speret, na scandaliou an dud, n'en int capabl da noazout d'ar re a invoq an Hano a Jesus, hac a laqa ennàn o ol gonfianç.

4. *Gouscoude ne laqit qet ho choa er pez ma zeo ar sperejou impur assujetisset deoc'h; mes en em rejouissit abalamour oc'h hanoyou a so scrivet ebars en êu.* En em occupomp muy demeus ar pez en eus grêt an Otrou-Doue evidomp hac evit hor zilvidiguez, eguet demeus ar pez en eus grêt dreizomp evit silvidiguez ar real. Ah! n'en em rejouissit qet abalamour ma zeo scrivet ho hanoyou etouez ar re Vras, ar re Zavant, ar re Binvidiq; mes en em rejouissit mar d'int scrivet ebars en êu, etouez ar Gristenien, ar Gatholiqet fervant, ar guir benitantet, mignonet an Otrou-Doue, bugale Mari. Boneur infinit, mar doc'h fidel d'o vocacion, ma ne rit netra

a guement a denfe varnoc'h ar maleur hac ar gonfusion da veza effacet eus al leor a vuez!

II. Poent.

Joa Jesus-Christ.

1. *En heur-se memes Jesus a dridas gant ar joa ebars er Speret-Santel, hac a lavaras: me rent gloar deoc'h, va Zad, Otrou an êu hac an douar, abalamour m'oc'h eus cuzet an traou-se ous ar re fur hac ous ar re brudant, ha moc'h eus-e revelet d'ar re vian. Evelse eo, va Zad, abalamour ma zeo bet ho polonte.* Antreomp ni hon-unan ebars er santimanchou a galon Jesus; meulomp an Otrou-Doue evit ar justiç a exerç var ar re orgouillus, hac ar vadelez a zisqeuz d'ar re humbl. Bezomp humbl ni hon-unan, ha dre ar simplicite demeus hor feiz, dre an inoçanç demeus hor buez, bezomp eus a niver ar re vian da bere e revel an Otrou-Doue e secrejou.

2. *Va Zad en eus laqet pep tra entre va daouarn, ha nicun ne voar piou eo ar Mab nemet an Tad, na piou eo an Tad nemet ar Mab, hac an hini da beini e plijo gant ar Mab en reveli.* J.-C. en eus recevet digant e Dad ur buissanç hep muzur var an ol grouadurien;

un dignite dre beini e zeo Doue, guir Vab da Zoue; dignite qen huel, n'en eo hanaveet parfetamant nemet gant Doue memes; sclêrijennou dre bere J.-C. en eus demeus e Dad, demeus e secrejou hac e zessenniou, un anaoudeguez peini ne el en em gaout en hini al ebet. Evelse gouyeguez ar Brofetet, pouar Moyses, dignite Aaron, ar Rouane, ar Batriarchet, n'en int netra en comparêzon d'an anaoudeguezou, d'ar pouar, d'an dignite a J.-C. D'an Ælez en eus ordrenet an Otrou-Doue adori e Vab. Pebes joa evidomp caout un hevelep Chef, un hevelep Mestr, un hevelep Salver!

2. J.-C. a ra lod d'e Ilis demeus e zonêzonou, demeus e buisanç, oc'h accordi dezi an donêzon a viraclou hac ar pouar da amari ha da ziamari; demeus e sclêrijennou, o rêy dezi an donêzon eus ar feiz; demeus e c'hrandeur, ous en em unissa ganeomp, betec hon adopti evit e vreudeur. Peseurt graçou ne dleompni qet d'an Tad da veza roet deomp e Vab, hac ous en rêy, da veza roet pep tra gantàn; ha d'ar Mab da veza roet pep tra deomp, ous en em rêy e-unan!

4. Jesus a ra lod demeus e zonêzonou da

bep ene fidel en particulier ebars en amzer hac er fêçon ma plich gantàn. Mes ne êru nemet re alies m'en em brivomp hon-unan demeus e faveuriou dre hon pechejou hac hon dissipacion. Hanaveomp ha goclomp ar c'hollou hon eus grêt; retornomp dà gaout hor Zalver, pedomp-àn, hac en em rentomp evitàn ur sujet a joa hac a driomf.

III. Point.

Joa ar Gristenien.

Neuze o veza troet ous e Zisqibien, e lavaras dezo : eurus an daoulagad pere a vel ar pez a velit, rac me zisclêry deoc'h penos calz a Brofetet hac a Rouane o deus souhetet guelet ar pez a velit, ha n'o deus-àn qet guelet, ha clêvet ar pez a glêvit, ha n'o deus-àn qet clêvet. Hor joa a dle beza ebars er c'hraç particulier demeus hor vocacion. En em gomparajomp gant ar re n'o deus qet bet ar memes faveur, evit cresqi hon humilite, hon anaoudeguez vad hac hor ferveur.

1. Evit an amzer demeus hor guinidiguez gant ar re a so bet ganet hac o deus bevet qent donidiguez J.-C. An douar a voa goloet a devalijen, souillet a grimou. Ar guir Doue

ne voa hanaveet nemet gant ar Judevien. An dud just, ar Batriarchet, ar Brofetet, ar Rouane zantel demeus ar bobl choazet-se a zezire gant ardeur donidiguez an hini a dleye prena, instrui ha santifia ar bed. Ar pez n'o deus gallet ar Zent-se da velet, ni er guel gant hon daoulagad, Relijion an Otrou-Doue hac e Grist etablisset etouez an nacionou dre bêvar c'horn ar bed.

2. Evit al lec'h demeus hor guinidiguez gant ar re a so ganet ebars er vroyou infidel. Beza a so c'hoas tud anfoncet ebars en un dallidiguez deplorabl. Darn ne fel qet dezo clêvet comz eus ar Gristeniach; real he zouffr avichou, avichou al he fersecutont; real erfin da bere n'en eo qet bet anoncet c'hoas. Pebes boneur evidomp beza ganet ebars en ur vro gristen, en peini hon eus evel sunet gant al lêz an instruccionou ar muya saluter. Trugarecaomp Doue gant ur joa zantel, hac ur garantez ar muya sincer.

3. En em gomparajomp gant ar re pere n'en int qet ganet a dud Catholiq. Beza a so famillou, stadou memes pere o deus torret an union gant an Ilis, ha renoncet d'ar feiz. Pebes boneur evidomp beza ganet en ur vro ne

en peini e velomp an Ilis-se fondet gant J.-C. hac e Ebestel, o chom abaoue tost da zaou vil bloas, bepret dindan ar memes Chef, bepret attaqet ha bepret victorius. Guelet a reomp Croas J.-C. adoret publiqamant, ar sacrifiç demeus e varo neveêt bemde. Er guelet a reomp e-unan dindan ar speçou zantel, presant d'or feiz, o reposi var hon têod, ous en em rêy d'or c'halon. Eurus an daoulagad pere, sclêrijennet dre ar feiz, a jouis demeus ur spectacl qer touchant!

4. En em gomparajomp evit ar vocacion particulier gant ar re n'o deus recevet nemet ar vocacion gomun. Mar domp Ecclesiastiqet pe Relijiuset, ebars er bed memes mar cunduomp ur vuez retiret, reglet, pel dious corrupcion ar bed, peguement e tleomp en em estimout eurus! Hac a instruccionou a glêvomp, hac a virioneou a hanaveomp, hac a exerciçou devot a bratiqomp, hac a exemplou mad a velomp; graçou pere a so ignoret memes gant ar gomun demeus an dud. Trugarecaomp an hini a so qer mad en hon andret; mes ne ancouaomp qet penos un deiz e choulenno cont demeus e zonêzonou.

Ia, ô va Doue, renta a rin deoc'h un homach

cuntinuel a garantez evit qement a c'hraçou en eus grêt din ho misericord, ha specialamant da veza disoloet din ar misteriou demeus ho Rouantelez. Peguer bras, peguer parfet eo ar faveur-se! O Jesus, he goulennet oc'h eus evidon en particulier, he obtenet oc'h eus, trugareqêt oc'h eus ho Tad da veza he roet din. Trugarecât a rin hep ces ganeoc'h ha dreizoc'h Doue an Tad, peini en eus accordet pep tra din ennoc'h. Grit ne gavin muy qen joa nemet ebars en traou zantel oc'h eus revelét. *Amen.*

CLV. MEDITACION.

Un Doctor eus al Lezen a intéroch Jesus.
Luc. 10. 25-29.

I. Poent.

Studia Lezen Doue.

„ Neuze un Doctor demeus al Lezen a „ zavas, hac a lavaras da Jesus, evit en tenti : „ Mestr, petra a dleàn-me da ober evit obteni „ ar vuez eternel? Mes Jesus a respontas dezàn : „ petra a so scrivet ebars el Lezen? Petra a „ zonjit-u var ar sujet-se?„ Clêvet a rêr c'hoas

tud o lavarat evel an Doctor-se : me garfe erfat gouzout petra a so ret da ober evit beza salvet. Evel pa n'er gouifemp qet, evel pa n'on defe qet Lezen an Otrou-Doue, peini en disq deomp. Mes en egard d'al Lezen-se, cetu amàn hor c'hrim.

1. N'he lennomp qet, ne zeomp qet memes da zelaou ar re a so carguet d'he anonç ha d'he espliqa deomp. Gouscoude e zeo qestion da obteni ur vuez eternel, d'en em viret eus ur maro eternel. Ma comzfet deomp demeus ar voyenou da gonservi pe da adcaout ar yec'hed, d'en em zevel, d'en em binvidiqât, neuze e selaoufemp gant ar brassa interest; mes evit ar pez a zel ar zilvidiguez, ur vuez hac ur boneur eternel, ne roer attancien ebet. O dallidiguez deplorabl!

2. Ne lennomp qet pe ne zelaouomp qet erfat comzou Doue. *Penos e lennit-u?* Ma lenner, pe ma clêver comzou Doue, er grêr dre gustum, gant neglijanç, re vuan, gant dic'hout; ne appliqomp qet deomp hon-unan ar pez a lennomp; ne zonjomp qet en occasionou hac er fêçon d'en laqat en pratiq. Qementse a c'houlenfe refleccionou ha n'o greomp qet. Beza a so hac a lenn gant attancion, mes evit gallout disqeuz e zint habil, ha nonpas evit hanaout hac ober

bolonte Doue : Lectur profan hac à vanite. Certen tud memes ne glasqont o lenn hac o studia ar Scritur nemet armou evit combati ar Relijion hac an Ilis : lectur à valiç hac à impiete!

3. Lenn a reomp traou control da Lezen Doue. *Petra a lennit-u?* Lenn a rêr al leoriou à impiete hac à lubricite, qement à so control d'ar Relijion ha d'ar vuez-vad, d'an Ilis ha d'ar gouarnamant. Ne vanq nac adres evit caout al leoriou-se, nac arc'hant evit o frena, nac amzer evit o lenn. Evit al leoriou mad, e vanq an traou-se ol. Ar re ne ouzont qet lenn, a zisqo fablennou, canouennou, prepositou antieramant opposet d'ar feiz, d'an Ilis, d'ar burete, en amzer ma ignoront epad o buez an articlou necessera memes eus a Zoctrin J.-C., hac an obligacionou principala demeos o stad. Hac evit se eta en eus laqet an Otrou-Doue ac'hanoc'h var an douar? Mes pa c'halvo ac'hanoc'h dirac e dribunal, pa c'houlenno diganeoc'h : petra oc'h eus-u lennet, selaouet, disqet; a betra e zoc'h-u en em occuper? Petra a vezo ho spont, ho confusion, ho tizesper!

II. Poent.

Abreje eus à Lezen an Otrou-Doue.

An Doctor a respontas : carout a refot an

Otrou ho Toue a greiz ho calon, a greis oc'h ene, eus oc'h ol nerz, eus oc'h ol speret, hac ho nessa eveldoc'h oc'h-unan.

1. Piou a gar an Otrou-Doue a greiz e galon? An hini ne gar netra dreist an Otrou-Doue, netra qement hac an Otrou-Doue, netra nemet evit an Otrou-Doue; peini a so prest da gol, da guittât, da zacrifia pep tra evit plijout d'an Otrou-Doue, qent eguet offanci an Otrou-Doue, peini n'en eus ebars en e galon na carantez, na cassoni, na dezir nac aon, nemet en egard d'an Otrou-Doue hac hervez an Otrou-Doue.

2. Piou a gar an Otrou-Doue a greiz e ene? An hini a so disposet da rêy pep tra, e vuez memes qent col graç an Otrou-Doue; peini a chasse demeus e ene qement impression a so control da volonte Doue.

3. Piou a gar an Otrou-Doue eus e ol nerz? An hini a zacrifi dezàn e repos, e amzer, e yec'hed; a implij en e zervich e vadou, e dalanchou, e bouar, e otorite.

4. Piou a gar an Otrou-Doue eus e ol speret? An hini en em appliq da hanaout an Otrou-Doue hac e volonte; an hini a gred ferm qement en eus revelet an Otrou-Doue; peini a studi

Lezen an Otrou-Doue, ha ne studi an traou al nemet en qement ha ma zint necesser evit servich an Otrou-Doue; peini ne form nep desseign nemet evit gloar an Otrou-Doue; peini a bella dious e speret, dious e imajinacion, dious e vemor pep sònjezon fal, danjerus pe inutil; a beini an ol faculteou a so leun eus ar pez a el en douguen d'an Otrou-Doue ha cresqi e garantez; peini ne estim, ne vel, ne zonj nemet en Otrou-Doue. Allas! peguer pel e zòn dious ar garantez barfet-se! Pep tra ennòn a so souillet dre ar garantez evidòn va-unan pe evit ar grouadurien al. Pegoulz, ô va Doue, ne garìn-me nemedoc'h? Pegoulz e vezo va c'halon, va ene, va c'horf ha va speret parfetamant soumetet deoc'h? Pegoulz ec'h allìn-me respont penos ho caràn?

5. Piou a gar e nessa eveltàn e-unan? An hini en eus evit e nessa an estim, ar volonte vad, ar respet, an egard a c'houlen evitàn e-unan; an hini a gomz ouz e nessa pe eus e nessa, evel ma c'houlen e ve comzet outàn hac anezàn; an hini a veul ebars en e nessa ar pez a so meulabl, a zupport e zefotou, a guz pe a escus e vanqamanchou, a zifen e gos, a rent dezàn en ur guir, an ol servichou a garfe e ve

rentet dezàn e-unan. Matier ampl a examin hac a reform, sujet bras a c'hlac'har hac a gonfusion.

III. Poent.

Arpratiq eus a Lezen an Otrou-Doue.

1. E necessite. *Jesus a lavaras dezàn : respontet oc'h eus erfat : grìt qementse.* N'en eo qet aoüalc'h respont erfat, ret eo ober erfat. Ah! peguement en em abuser var ar poent-mâ! N'en òn-me qet demeus ar re da bere e lavar S. Paul : c'houi pere a zisq d'ar real, ne zisqit qet deoc'h oc'h-unan; ober a rit ar pez a lavarit a so difennet, ha ne rit qet ar pez a lavarit a so ordrenet. An Aviel en antier a so comprenet ebars er Gourc'hemen bras demeus a garantez Doue hac an nessa. Peden, meditacion, Sacramanchou, victor var ar passionou, mortificacion, humilite, oboissanç, douçter, paciantet, renonçamant deomp hon-unan; ar fin demeus an traou-se ol eo formi ennomp, cresqi ha renta parfet carantez Doue hac an nessa. Mar neglijomp an exerciçou zantel-ze, carantez Doue hac an nessa ne màn qet ennomp, pe e zeo languissant ha bepret prest da veza mouguet.

2. Ar recompanç. *Hac e vevfot.* Beva a refot ebars er bed-màn demeus ur vuez spirituel,

interior, delicius, peini a zic'haou ac'hanoc'h gant abondanç demeus ho poan; beva a refot demeus ur vuez peini n'en eo qet hanaveet gant ar bed, nac avichou gant ar re memes pere o deus quittêt ar bed, abalamour goude beza quittêt ar bed, n'en int qet en em guittêt o-unan, evit carout an Otrou-Doue hepqen. Beva a refot en heur ar maro memes dre ur gonsolacion hac ur joa neve, dre un esperanç leun eus an imortalite. Erfin, e vevfot ebars en eternite eurus, ebars en deliçou demeus ar garantez barfet evit an Otrou-Doue. Hor c'halon hac én a el beza yen ha clouar ous ur recompanç qer nobl, qen agreabl, qer padus?

Laqit, ô va Doue, ebars em c'halon ar speret-se a garantez, hep peini ne allàn, na plijout deoc'h er bed-màn, nac ho possedi ebars er bed al. Grit ma vezo va ol zònjezonou, va ol affeccionou, va ol dessenniou, va ol accionou, consacret dre ho carantez. *Amen.*

CLVI. MEDITACION.

Parabolen ar Samaritan.

Carantez evit an Nessa. Luc. 10. 30-37.

I. Poent.

Petra a so cos ma vanqer a garantez evit an Nessa.

„ An Doctor eus al Lezen, evit en em justifia, „ a c'houlennas: mes piou eo va nessa? Jesus „ a lavaras dezàn: Un den peini a zisqenne „ demeus a Jerusalem da Jericho a goezas etre „ daouarn laeron pere en divisqas, en goloas „ a c'houliou, hac en em dennas ous en lezel „ anter-varo. Ur Bêleg peini a zisqenne dre „ ar memes hent o veza en guelet, a dremenas. „ Ul Levit peini a deuas ive er memes plaç, „ o veza en consideret, a dremenas „ evel ar Bêleg. Imach naturel demeus an nebeut a garantez a rene memes etouez al Levitet hac ar Vêleyen. Mes n'en em hanaveomp-ni qet honunan ebars en imach-se? Ar pez a so cos ma vanqer da zoulaji an nessa, eo:

1. An orgouill. An den-se goloet a c'houliou hac anter-varo, a voa demeus a nacion ar Bêleg

hac al Levit. Mes un den demeus ar gomun a voa, n'en hanaveent qet, hac int a voa demeus un tribu henoret ha distinguet etre ar real. D'ar pella er c'honsideront ur moment, hac e poursuivont o heut. Ha n'en eo qet evelse e sellomp ezomou ar beorien? Ne brisomp qet memes o zoulaji dre hor c'homzou. Ma vije ur re vras benac a c'houlenje hon asistanç, e redjemp evit en zicour; mes ar paour-ze ne vije avantach ebet evit beza er zoulajet. Pegueu alies en eus an orgouill ampechet ac'hanomp da gonsoli ur speret afflijet, ur galon mantret, corfou gouliet!

2. An interest. An den-se a voa en noas. Ne allet er zoulaji nemet o rêy tout, hep gortos netra. N'en eus qet a zervich ous ar priz-se. Evit ur personach digant peini e c'hortozer recompanç, e voar ardant, jenerus, ma ne esperer netra, ne aller netra, n'en eus qet memes ar spaç da arêti.

3. Ar galeder a galon. Ne allet qet guelet an den-se hep beza touchet a gompassion, ha ni hon-unan ne vijemp qet bet insansibl ous e stad. Mes e peguement a occasionou al ne zisqeuzomp-ni qet ar galeder demeus hor c'halon! Guelet a reomp hon nessa ebars

er boan hac er morc'hed, ebars en infirmite hac er c'hlénvet, ebars en dristidiguez hac er glac'har; ha pel dious er guellât, ne ajoutomp-ni qet gouli var gouli dre hor goapêrez hac hon insultou? Ah! bezomp aon ne goesse var-nomp hor c'haleder, ne zerfe ouzomp an antraillou demeus a vizericord an Otrou-Doue, peini en eus prometet e tretje ac'hanomp evel m'on devije tretet ar real.

4. An amour-prop. Un den goad ha gouli ol, hanter-varo, pebes spectacl evit tud vên ha delicat! Ar pez a voe capabl pepini anezo da ober, a voe supporti ur moment ar vel anezàn ha mont aroc. Ar re o deus ezom demeus hon asistanç, o deus infirmiteou corporel ha spirituel, o deus humor, o deus defotou, o deus manierou pere a choq ac'hanomp. Mes hon repugnanç hon-unan a renqomp da drec'hi, defotou ar real a renqomp da zupporti, evit caout ur guir garantez, ur guir drugarez. Ma ne zicouromp nemet ar re a blich deomp, ar re a bere an humor en em accord gant hon hini, n'en eo muy ar garantez, mes an amour-propr a gundu ac'hanomp.

II. Poent.

Carantez ar Samaritan.

Mes ur Samaritan peini a voa en beach, a deuas d'an andret en peini e voa an den-se, hac o veza en guelet, e voe touchet a gompassion, hac o veza tostét outàn, e scuillas eol ha guin var e c'houliou hac o lienas; hac o veza en laqet var guein e varc'h, er c'hunduas d'an hostalin, hac e qemeras soign anezàn. An deiz varlerc'h o partia, e tennas demeus e c'hodel daou diner, o roas d'an hostiz, hac a lavaras dezàn : bezit soign eus an den-se, ha qement o pezo dispignet ouspen m'en rento deoc'h pa retornin. Goude un exempl qer touchant a drugare, Jesus a c'houlennas ous an Doctor : *Peini eus an tri-ze a zeblant deoc'h beza bet nessa an hini a goezas entre daouarn ar laeron?* Ne oa qet possubl en em drompla, hac an Doctor ne allas qet miret da respont : *an hini en eus grét trugare en e andret.* Hor Zalver a reprenas : *It, ha grit ar memes tra.* Deomp hon-unan ec'h adres J.-C. ar c'homzou-se : deomp ha greomp evel ar Samaritan carantezus. Bezomp trugarezus en andret an ol, hep sellet dious bro na dious Relijion;

àbalamour ebars en ezom pep den a so hon nessa hac en eus güir var hon asistanç.

III. Poent.

Carantez Jesus en hon andret.

Ne aller qet lenn parabolen ar Samaritan, hep santout penos e zeo calon Jesus a so répresantet enni dindan ar c'haracteriou ar muyà touchant.

1. Penos e zeo deut J.-C. d'or c'haout? N'en eo qet ar chanç, mes e garantez en eus-àn cunduet. Mar deo bet beacher var an douar, eo evidomp en eus antreprenet ar veach-se. Gouzout a rê en peseurt stad e voamp, gant peseurt crueldet en evoa irétet an drouc-speret ac'hanomp, a beseurt madou en evoa hon divisqet, penos e zemp da berissa dre ur maro eternel. Gouzout a rê penos e voamp c'hoas muyoc'h criminel eguet maleurus, penos e voa c'hoas an armou en hon dorn en e enep, ha ne zonjemp nemet en em zouten ebars en hon revolt. Neuze e zeo deut nonpas evit hor punissa, mes evit hor zovetât. Disqennet eo demeus an ên ous en em ober Den, soumetet en eus e humanité d'on ol mizeriou, evit rêy deomp ur zicour prontoc'h hac effedussoc'h. Ous en em garga

demeus hor gouliou en eus-e guellêt, ous en em garga demeus hon dleou en eus-e pêet, ous en em garga demeus hor pechejou en eus-e effacet. O carantez celestiel, piou a ouffe ho compren!

2. Penos en eus trêtet J.-C. ac'hanomp qeita ma zeo bet ganeomp? Epad e vuez en antier en eus labouret evidomp. N'en eus espernet na soign, na fatiq, na donezonou. Goude beza sacrifiet e repos, e vadou, e reputacion, en eus roet e hoad o vervel evit hon delivra dious ar maro. Penos ne varvomp-ni qet dre garantez evitàn? Ah! da viana, implijomp hor buez d'en carout ha d'en zervicha.

3. Pelec'h en eus placet J.-C. ac'hanomp qent en em zepari diouzomp? Ebars en e Ilis peini en eus fondet ha cimantet gant e hoad, hac ebars en Ilis peseurt abondanç a vadou en eus lezet ganeomp! E c'hraçou hac e veritou, ar priz demeus e varo a so appliqet deomp dre ar Sacramanchou. Hac a remejou evit guellât pe evit pellât ar c'hlénvejou demeus an ene! Pebes Dol delicius! Pebes Bara, pebes Guin evit hor magadurez! Hac a sclêrijennou evit hon instruccion! Da guementse ol ec'h ajout ar speret a virione peini a assur deomp ar

bossession demeus an ol vadou-ze betec fin ar sieclou. Hor fot eo eta ha nonpas e hini, ma ne vellaomp qet, ma ne vevomp qet.

4. Petra en eus prometet da ober pa retorno? Recomandet en eus ac'hanomp d'ar Cheffou demeus e Ilis, ordrenet en eus dezo pourvei ac'hanomp a bep tra. Disclêryet en eus dezo penos e selje evel grêt dezàn e-unan ar pez a rajent evidomp pe enep deomp; penos o neglijanç a vezo punisset dre ur suppliç eternel, hac o foan recompancet dre ur boneur hep fin. Ordrenet en eus d'an ol dud fidel en em zoulaji an eil eguile, evit ma reno an union, ar peoc'h hac ar garantez en o zouez, evit ma cavint o avantach adalec ar bed-màn, ha ma vezint recompancet ebars er bed-al. O carantez divin, demeus a galon Jesus, disqennit en hor c'halonou, evit m'en em garimp ol evel m'en eus caret ac'hanomp!

Ous bo carout, ô va Zalver, ne allàn ober netra evidoc'h, ha me a refuse renta servich d'am breudeur pere a laqit en ho plaç? Peguen eurus en em estimàn, oc'h implija evite an ol soign, an ol boan, an ol sacrifiçou a bere e zòn capabl, pa ellàn dre eno disqeuz deoc'h ul loden demeus va anaoudeguez vad! Ah!

roit din éta c'houi oc'h-unan ar garantez-se peini ne neglich nep ézom, nep obligacion, nep den! *Amen.*

CLVII. MEDITACION.

Jesus en ti Martha ha Mari. Luc. 10. 38-42.

I. Poent.

Boneur Martha ha Mari.

„ Mes êruout a eure penos o veza en em „ laqet en hent, Jesus a antreas en ur bourg, „ hac ur vreg hanvet Martha en recevas en „ he zy. Beza he devoa ur c'hoar hanvet Mari, „ peini en em zalc'has azeet ous treid Jesus, „ en amzer ma haste Martha prepari qement „ a voa necesser.

1. Boneur an diou c'hoar-se. Ar boneur-ze a gonsiste ebars en o union. C'hoarezet e voant ha beva a rent evel mignonezet. Peguen rar eo bremàn ar garantez entre ar breudeur hac ar c'hoarezet, pa vezont parvenet da ur certen oad, hac alies adalec ar vugaleach! Union Martha ha Mari a voa creêt dre ar Relijion. O diou e voant Israelitezet fervant, gortos a rent ar Messi, attantif e voant da guement a rapportet

rapportet eus a Jesus. Hep Relijion n'en eus qet a union solid. Union Martha ha Mari a voa constant, en despet d'o c'haracteriou differant. Martha a gare ai labour, Mari a gare an exerciçou demeus ar vuez interior. Pepini a heuille he vocacion; hac an differanç-se, pel dious noazout d'an union, a rê m'en em garent ha m'en em estiment muy a ze. Eurus ar famill, ar gouent en pere e rën un hevelep union!

2. Boneur Martha en particulier a voe receo Jesus ebars en he zi, hac er servicha gant he ol attancion hac he ol ardeur. Dre eno he zeo deut da veza an exempl hac ar batronez eus ar re a so carguet eus an tieguezou, occupet da zervicha, da vezur, da antreteni memprou J.-C., ha da labourat evitàn o labourat evite. Ar re-se a die imita Martha, o labourat gant courach hac un intancion bur.

3. Boneur particulier Mari a voe en em derc'hel ous treid Jesus hac er zelaou. Dre eno he deus meritet beza sellet gant an Ilis evel ur figuren eus a Vari, Mam da Jesus, peini a gonserve gant qement a zoign ebars en he c'halon qement a glêve gant Jesus pe eus a Jesus. Petra a vir ac'hanomp da jouissa

demeus a voneur Martha ha Mari? Evel Martha ec'h allomp dre ur gomunion fervant, receo Jesus ebars en hon ti; evel Mari ec'h allomp ebars er gomunion hac en amzer al en em zerc'hel ous e dreid, hac en em vezur demeus e Zoctrin celestiel. Ah! ma vijemp fidel, peguement a vomentchou eurus a dremenfemp, peguement a zeliçou a dànvafemp!

II. Poent.

Martha en em glêm a Vari.

1. *Martha peini a haste prepari qement a voa necesser, en em arêtas dirac Jesus, hac a lavaras dezàn: Otrou, ne gonsiderit-u qet penos va c'hoar a lèz ac'hanòn da zervicha va-unan? Lavarit dezi eta va zicour.* Ar c'hlêmou-ze, pel dious beza rust ha c'hüero, a zisqeuz carantez Martha evit Jesus, hac he amitie evit he c'hoar. Mac'h adresfemp hor c'hlêmou da Jesus hepqen, ma c'hortozfemp an effet anezo, pe digantàn, pe dre e urz, n'en em glêmfemp qet qen alies, ha james ne droublfemp ar garantez nac ar peoc'h.

2. Clêmou Martha n'he distroont qet dious he labour. Hon re a zigourach ac'hanomp, hac alies e reont deomp abandoni pep tra.

Ah! ma sonjfemp penos eo evit Jesus e labouromp, penos labourat a so hor vocacion, hon obligacion, hor pinijen, hor merit, hon avantach, n'en em glêmfemp qet e lezer an ol labour ganeomp, pe en em glêmfemp evel Martha gant carantez, hep paouez da labourat, hac ebars en desseign da boursu hon labour gant ur ferveur neve.

3. Clêmou Martha ne offançont qet Mari. Jesus he andur ous e dreid, dezàn en em adres he c'hoar; gortoz a ra ma plijo gantàn respont eviti. Ma ne rafemp clêmou demeus ar real nemet evel Martha, ne offançfemp den; ma qemerfemp ar c'hlêmou a rêr ac'hanomp evel Mari, e conservfemp ar peoc'h a galon, ha J.-C. e-unan a zifenfe hor c'hos.

III. Poent.

Jesus a respont da Vartha.

An Otrou a respontas dezi: Martha, Martha, en em vorc'hedi hac en em droubla a rit ebars er soign a galz a draou. Gouscoude un dra hepqen a so necesser. Mari he deus choazet ar borcion vella, peini ne vezo qet lamet diganti.

1. Ar reproch a ra Jesus da Vartha a zere

muy ouzomp eguet outi. En em droubli a reomp, abalamour ma occupomp hor speret demeus un infinite a draou pere ne zellont qet ouzomp. En em droubli a reomp ebars er pez a dleomp da ober o labourat gant re a hast; en em droubli a reomp oc'h antrepren traou dreist d'hon nerz, pe dre vanite, o caout aon da veza blamet, pe dre amour-propr, o fellout deomp beza contant ac'hanomp honunan hac e ve contant ar real. En em droubli a reomp ebars en hon devocionou, dre scrupulou vên pere ne zervichont nemet d'or pellât dious an Otrou-Doue. Ma renonçfemp d'an ol sourciou inutil, ma ne glaqfemp nemet gloar Doue hac hor zilvidiguez, hon labour a ve profitaploc'h, ne zisec'hfe qet hor speret hac hor c'halon, e lèzfe ganeomp an ol amzer necesser evit en em rêy d'an orêzon ha d'an exerciçou al a Relijion.

2. *Un dra hepqen a so necesser*, hac an drase eo ar zilvidiguez : necesser, abalamour hep ar zilvidiguez ne allomp beza nemet infinimant hac eternelamant maleurus; hepqen necesser, abalamour ar zilvidiguez hepqen a el hon renta infinimant hac eternelamant eurus. Gouscoude, ô follentez demeus an dud! ar zilvidiguez eo an affer evit peini ne labourer qet, peini a vanqer!

3. *Mari he deus choazet ar guella porcion.* Da lavaret eo, ar soign eus he zilvidiguez, an affer hepqen necesser. Choazet en eus ive ar guella porcion, an den yaouanq-se peini a renonç d'ar bed evit servicha Doue hepqen hac en em occupi demeus e zilvidiguez. Choazet he deus ar guella porcion, ar plac'h yaouanse peini a renonç da vaniteou ar bed, evit en em gonsacri d'ar rigor demeus ar binijen ha d'an douçter demeus ar gontemplacion. *Hac ar borcion-se ne vezo qet lamet diganti.* An traou frajil demeus ar bed a vezo lamet diganeomp, ha ni a vezo separet dioute evit biqen.

O Mari, ar borcion oc'h eus choazet ne vezo qet lamet diganeoc'h. Jouissa a refot anezi gant ho pried celestiel, gant Rouanez an Ælez hac an dud, gant an ol eneou zantel pere o devezo bet ar gourach doc'h imita. Ah! perac ne ven-me qet demeus ar renq-se? Roit dìn, ô va Doue, ur speret recueillet qent, epad ha goude va ol accionou. Roit dìn ur garantez ardant, evit ma testumìn ar frouez demeus va labour ha va meditacionou. *Amen.*

CLVIII. MEDITACION.

Jesus a instru ar bobl var boentchou pere en evoa proposet e lec'h al. Luc. 12. 1-12.

I. POENT.

An Hipocrisi.

„ UR foul qer bras a bobl o veza en em „ assamblet en dro dezàn, ma qerzent an eil var „ eguile, e comanças da lavarat d'e Zisqibien : dioüallit ispicial ous ar gouëll eus ar Pharisianet, peini eo an hipocrisi; rac n'en eus netra cuzet ne dle beza dizoloet, netra secret, ne dle beza hanaveet.

1. Consideromp an hipocrisi ebars en oberou fal pere a essaer da guzat. Precocionou vên : alies adalec ar bed-màn, an traou mezussa a ve dizoloet, hac an aon a guementse a droubl hac a ampoezon an douça plijadurezou. Ur vuez bur a jouis er c'hontrol demeus ar peoc'h assuret ha delicius. Mes hac ec'h ouffemp en em guza epad hor buez en antier, êruout a ray an deiz bras e peini pep tra a vezo revelet : petra a vezo neuze hor mez hac hor c'honfusion! Ur binijen rigorius hepqen a el ober ma chomo hon dizurzou cuzet ebars er bed al.

2. Ebars en œuvrou mad exterior, mes ampoezonet dre zefotou secret. Servichou offret hep sincerite, rentet hep carantez; Sacramanchou recevet hep devocion, corf prosternet, pedennou a c'hinou hepqen; qement a accionou grêt gant goal intancion, dre vanite, dre interest. An defotou-se, an intancionou secret-se, pere a guzomp ous ar real gant qement a adres, pere avichou ne velomp qet hon-unan, a vezo dizoloet dirac ar bed ol; ha petra a vezo neuze hor zouez hac hor c'honfusion!

3. Ebars en doctrin a zebiter en secret. *Evelse ar pez ho pezo lavaret ebars en devalijen a vezo publiet ebars er selérijen, hac ar pez ho pezo lavaret ous ar scouarn ebars er gambr, a vezo prezeguet var an tóennou.* Al libertinet a zebit ebars en devalijen, ebars er c'honversacionou secret, gant tud anterdromplet dija, maximou abominabl, pere a guzont dirac an otorite lejitim hac ar re a zisqeuze zint scandalizet dre un hevelep Doctrin. Ar Gatholiqet er c'hontrol a brezeg en publiq, bete var ar chafotou, ar pez a lavaront en secret ebars er gambr hac en tribunal ar binijen. Cetu aze an exempl o deus lezet ganeomp an Ebestel hac ar Verzerien, ha beza o devezo imitatoret bete fin ar sieclou.

II. Poent.

Doujanç ar C'hristen.

1. *Mes me en lavar deoc'h, c'houi pere a so va mignonet, n'o pezit qet aon rac ar re a laz ar c'horf, ha pere, goude-se, ne allont ober deoc'h netra ouspen.* Ar C'hristen n'en eus qet aon rac persecucion an dud, abalamour ne allont netra var ar madou demeus ar c'hraç peini a bossed, ha demeus ar gloar peini a esper. Ne allont lemel digantàn nemet an avantachou temporel, al liberte, ar vuez; goude-se e finis o fouar, hac e eurusted a gomanç evit nonpas finissa. Ah! peguer pel e zomp-ni dious ar gourach christen-ze, ni pere evit ur gomz, gant aon da zisplijout da un den, a abandon cos J.-C., o vanqout d'hon obligacionou ar muya important!

2. *Mes me a zisqo deoc'h piou a dleit da zouja: doujit an hini peini, goude beza lamet ar vuez, en eus ar pouar da strinqa ebars en ifern. Hennez a lavaràn deoc'h, a dleit da zouja.* Ma vijemp penetret demeus an aon rac an ifern, an tentacionou a vije hep amors, ar bed hep charm, an drouc-speret hep pouar, ar passionou hep nerz, ar binijen hep rigor,

ar vertuz hep difficulte. Pa essa an den impi mouga doujanç Doue ebars er c'halonou, e labour evit an ol viçou, evit an ol grimou. Piou benac a ra profession da nonpas douja an Otrou-Doue, en em zisclêry disposet, mar en em bresant an occasion, d'an torfejou brassa.

3. *Ha ne roer qet pemp golven evit daou bez moneiz ar bianna? Gouscoude n'en eus qet unan anezo a ve ancouêt gant Doue. Ar bléo memes eus ho penn a so contet: n'o pezit qet aon eta, rac muy a dalit eguet calz a c'helven assambles.* An Otrou-Doue a c'houarn pep tra, hac a guemer soign demeus e ol grouadurien. Ne ancoua qet ur golven hepqen, penos ec'h ancouafe an den formet hervez e imach, hac evit peini e zeo bet formet an traou al? Nonpas hepqen an den en jeneral, nonpas hepqen pep den en particulier, mes qement a apparchant ous an den, ous pep den, a so presant da anaoudeguez an Otrou-Doue. Ho madou, ho reputacion, ho yec'hed, ho corf, oc'h ene, a so dindan e brateccion. Ar bléo memes eus ho penn a so contet. Ne el netra êruout ganeomp nemet dre e bermission, ha ne êruo netra ganeomp, mar en qemeromp erfat, nemet evit hor brassa avantach. Petra

a zoujomp-ni eta dindan un Doue qer bras ha qer galloudus, hor C'hrouer hac hon Tad! Chasseomp an disfiançou-se pere a outrach e c'hrandeur hac e vadelez; recevomp eus e zorn an droug evel ar vad eus ar vuez bresant; en em zoumetomp d'e volonte zantel; an abondanç demeus e zicour a responto bepret ous an etandu demeus hor c'honfianç.

III. Poent.

Obligacion da anzao J.-C.

1. *Mes me zisclêry deoc'h penos piou benac a anzavo ac'hanòn dirac an dud, Mab an Den en hanaveo dirac Ælez an Otrou-Doue. Mes an hini am renonço dirac an dud, me en renonço ive dirac Ælez an Otrou-Doue.* Côvessât J.-C. a so en em zisclêrya Christen, Catholiq dirac ar re a attaq ar Gristeniach pe an Ilis Catholiq. Ar Verzerien o deus grêt an declaracion-se dirac an dirantet hac etre daouarn ar vourrevien; ni a dle he ober dirac an dud fal, pere n'o deus qet a feiz, hac a garfe laqat an ol da gredi an erroliou pere a zebitont. Êruout a rêy an deiz en peini Jesus, accompagnet gant e Ælez, a varno ar re veo hac ar re varo, Dious m'on devezo en

anzavet pe nac'het dirac an dud, ec'h anzavo pe e nac'ho ac'honomp dirac e Ælez hac e Dad memes. Pebes gloar, pebes boneur d'er beza anzavet; pebes confusion, pebes maleur d'er beza nac'het!

2. *Mar comz unan benac enép Mab an Den, e bec'het a vezo pardonet dezàn; mes ne vezo 'qet a remission evit an hini en devezo blasfémet enep d'ar Speret-Santel.* Calz a Judevien, ar Jentilet, bourrevien J.-C. n'en hanaveent nemet evel den, hac a gomze en e enep, a rê dezàn souffr poaniou; hirio c'hoas, o hanaout J.-C. evel Doue, en offancer dre sempladurez, dre ar violanç demeus ar passionou pe an dentacion, dre an dromplerez demeus ar goal exempl pe an occasion. Etouez ar seurt tud-se e zeus calz hac en em gonvertis, a ra pinijen hac a obten ar pardon. Etre ar re a gontribuas da varo J.-C., etre e vourrevien memes en em gonvertissas ur re benac. Cetu aze ar pec'het enep da Vab an Den, peini a vezo pardonet. Mes etouez ar re pere o veza en em dallet volonteramant, en em galedas ebars en o amcredulez, a implijas ar guevier hac an tourmanchou, ne veler qet unan a guement a ve en em gonvertisset; cetu aze ar

pec'hèt enep d'ar Speret-Santel, evit peini ne vezo qet a remission. Hennez eo c'hoas crim ar re a nac'h Mister an Incarnacion, a gombat ar Relijion Gristen hac an Ilis Catholiq; ar re a ya enep d'ar sclêrijen ha d'ar remorzou eus o c'honsciançz evit heuill al libertinet hac an heretiqet. Piou demeus ar re-ze a veler oc'h ober ur binijen sincer? O c'houi, pere goude un educacion gristen a antre ebars er bed, ne offancit qet an Otrou-Doue, hennez eo ar brassa maleur dious peini oc'h eus d'en em brezervi; mes mar oc'h eus offancet an Otrou-Doue, n'en em livrit qet d'an dizesper, ne gollit qet ar voyen a chom c'hoas ganeoc'h ebars en ho feiz hac er binijen.

3. *Pa viot cacet dirac ar Sinagogou, pe dirac an Officerien hac ar puissançou, n'en em laqit qet en poan penos en em difenfot ha petra a lavarfot; rac ar Speret-Santel a zisqo deoc'h ebars er moment memes arpez ho pezo da lavarat.* Ar zicour-se n'en eo biscoas manqet d'ar Verzerien. Galvet dirac ur bobl furius, dirac Officerien, dirac Impalaeret memes, tud simpl, graguez, guerc'hezet aoniq o deus comzet, confontet an dirantet, disconcertet o ol furnez, uzet o ol buissanç. Pebes confusion evidomp,

mar en em lezomp da veza trec'het dre ul libertin decriet, un hipocrit hanaveet gant an ol, pere a attaq ar Relijion en hor presanç!

Grit din ar c'hraç, ô va Doue, doc'h anzao coust-pe-gousto, hep clasq ar gloar peini a deu digant an dud, hep caout aon rac o fuissanç, hep implija artifiçou humen enep d'o artifiçouint, o c'hortos diganeoc'h hepqen ar sclêrijen hac an nerz a bere em bezo ezom. *Amen.*

CLIX. MEDITACION.

Var ar Madou. Luc. 12. 12-21.

I. Poent.

An dezir demeus ar madou a ra credi e zint necesser.

1. „ Neuze unan benac demeus a foul ar „ bobl a lavaras da Jesus : Mestr, lavarit d'am „ breur rêy lod din demeus hon heritach. „ Ar breur-se hep douetanç a felle dezàn qemer ol heritach e famill, hep lezel netra gant e vreur. An hini a fel dezàn en em renta pinvidiq, n'en eus qet aon da veza injust, mar cav an occasion. Ne vanq james a zigare evit qemer pe viret traou ar real, pa el en ober; ha mar

manq an digareou, n'en eus qet a vez evit beza injust dre nerz ha dirac an ol. Eus ar memes dezir e teu an division ebars er famillou, ar rebechou, ar c'hêmou, ar procejou, ar c'hassoniou etre ar guerent, etre ar breudeur hac ar c'hoarezet. Ac'hane e teu c'hoas an ancouâ demeus an Otrou-Doue hac ar zilvidiguez. Ebars er foul peini a zelaou J.-C., ne glasqit qet ar breur ravisser. Ne glasqit qet ebars en hon Ilisou, en amzer ar sacrifiç, an instruccion, ebars en exerciçou demeus ur retret pe ur mission, an dud-se qen hastet evit ar madou; gant traou al e zint occupet; sellet a rafent evel collet an amzer a laqfent da zònjal en Doue ha d'en pedi. Ar breur goallet gant e vreur a voa o clêvet Jesus, mes occupet a betra? Da bedi Jesus da ober dezàn obteni e bartach. O carantez evit ar madou, poursui a res ar re a so possedet ganez, betec ous troad an Oter, ous treid Jesus, betec ous treid e Vinistret. Ne zònjer, ne gomzer, n'en em antretener gant Doue memes nemet eus an objet-se peini hepqen a zezirer.

2. *Mes Jesus a respontas dezàn : O den, piou en eus laqet ac'hanòn evit ho parn hac ober ho partajou?* Ministret J.-C. a dle prezeg

an desinteressamant, ar peoc'h hac an union; mes ne dleont qet ordinal antren ebars en detaill demeus an afferaou, ar procejou, ar pretancionou. En risq e vent da gol ar gonfianç pe da denna droug-graç unan eus ar partiou. D'ar varnerien ec'h aller caout recours, pe choaz tud evit en em accordi hervez o lavar.

3. Jesus goude ous en em adressi d'e oditoret ol, *a lavaras dezo : bezit sourci d'en em viret erfat ous pep avariç, rac en peseurt stad a abondanç benac m'en em gaffe un den, e vuez ne zepant qet demeus ar madou a bossed.* Madou dreist d'an ezom, pa ne rêr uzach ebet gante, ne zervichont na d'ar yec'hed, na da hasten ar vuez. Dioüallomp eta ous an avariç, da lavaret eo, ous an hast vras-se da gresqi hor madou, d'en em zevel dreist d'or c'hondicion, d'en em renta egal d'ar re a so pinvidiqoc'h eguedomp, ha memes d'o zremen. N'en eo qet hep rêzon e c'houlen hor Zalver ma tolfemp plet mad, ma vemp attantif var ar poent-màn, abalamour an ol discoursiou, an ol maximou eus ar bed, an ol exemplou a zoug ac'hanomp d'an dezir-se evit peini hon eus dija ur panchant naturel.

II. Poent.

Vanite demeus ar madou.

1. Jesus *a broposas dezo ar barabolen-mâ: Un den pinvidiq en evoa un douar a beini an eost a voe meurbet abondant. Sonjal a rê ennàn e-unan hac e lavare : petra a rìn-me, rac n'em eus qet a blaç evit laqat va eost.* O pinvidiq maleurus, peini ne zonjit nemet ennoc'h oc'h-unan, n'oc'h eus qet a blaç evit ho madou; mes peorien a so da asista, captivet da zelivra, tud miserabl da zoulaji. Ne dleit-u ive netra evit repari pe evit orni an Templou hac an Oterion ?

2. *Cetu amàn, a lavaras, petra a rìn: Discar a rìn va grignelou, hac e vatissìn real brassoc'h, en pere e laqìn va eost ha va ol vadou.* Batissa, cetu aze occupacion an dud à gar ar madou. An tad a chome ebars en un ti ordinal, ar mab a renq caout ur pales. C'hoant en eus da ober d'an dud ancouât piou eo, hac an ol a hanav e famill, a gomz gant fê demeus e gondicion bresant... Peguement goude beza grêt construi grignelou bras, n'o deus bet muy netra da laqat enne! Peguement goude beza grêt sevel ha meubli demeurançou superb, n'o

n'o deus qet bet ar gonsolacion da loja enne, a so bet oblijet d'o zedi d'o c'hreançourien. Qeita ma zeo occupet an den pinvidiq-se gant e vatimanchou, ne gomzit dezàn nac a bedennou, nac a Zacramanchou, n'en eus qet a amzer; ne gomzit qet dezàn à œuvrou mad, a aluzennou, n'en eus qet a voyen. Alies en devezo poan o pêa ar re a labour evitàn, n'er grêy nemet dre chican ha proces, hac e finisso dre gomeli injustiç en o andret, pe en em ruina e-unan.

3. *Neuze e lavarìn d'am ene : O va ene, beza ec'h eus calz a vadou destumet evit calz a vlaveziou; en em repos, débr, ev, gra chervad.* Cetù aze eta an diveza termen demeus à esperanç ar pinvidiq, an objet demeus e zeziriou, ober cher-vad. Ha c'hoas alies betec ebars er gozni e zeo qen occupet, qen tourmantet evel diaroc, alies ne gred na débrì nac eva.

III. Poent.

Ar maro a ra hanaout follentez ar pinvidiq.

Mes Doue a lavaras dezàn : den disqiant, fennos memes e vezo goulennet da ene diganez; hac ar madou ac'h eus destumet, evit piou e vezint-y ? Cetu aze stad an hini a ra tenzor evitàn e-unan, ha n'en eo qet pinvidiq en Doue.

1. Follentez an den pinvidiq, er pez m'en eus destumet madou pere a renq da lezel. Sur penos e renqomp mervel, penos n'on eus nemet nebeut a amzer da chom er bed-màn, penos demeus ar bed-màn e tremenfomp en un al en peini e vezimp eternelamant; penos ne gaçfomp d'ar bed-al nemet hon ene, hor pec'hejou, hor vertuziou; penos an heur da bartia a so incerten, hac a el êruout en pep instant; penos pa gomz an Otrou-Doue, e zeo ret oboissa evit parissa dirac e dribunal; sur a guementse ol, peguen disqiant eo ar re en em occup gant qement a ardeur, qement a boan evit destum madou pere a renqint da lezel, ha pere ne servichint muy da netra dezo.

2. Follentez ar pinvidiq, er pez ne oar qet memes gant piou e lèz e vadou. Alies en eus destumet evit estranjourien pere ne hanavee qet, evit heritourien ingrat pere a insult d'e vemor, evit bugale chicanerien pere en em ruin en procejou, dissipatourien pere a zispign an tenzoriou, a verz an tiez hac an douarou, evit bugale debochet ha libertin, pere en em daon gant ar madou bras en eus lezet gante un tad avaricius, hac a vije en em zovetêt m'en dije un tad vertuzus lezet gante an heritach

simpl demeus o zud coz. Pebes follentez, beza qemeret qement a boan evit destum madou qer maleurus!

3. Follentez ar pinvidiq, abalamour ar madou pere a lèz, en eus-àn ampechet da zestum madou pere en dije qacet gantàn. Honnez eo eta condicion an hini ne zestum nemet evitàn e-unan, hep rêy lod d'ar beorien demeus ar madou en eus recevet digant an Otrou-Doue, hep o implija da ober œuvrou mad. Mervel a ra pinvidiq dirac an dud, ha paour dirac Doue; pinvidiq demeus ar madou a renq da lezel, ha paour eus ar madou en dije gallet da gaç gantàn. O follentez peini ne aller qet re da zeplori!

O va Doue, ma c'houlenfac'h henvoas va ene diganèn, ha me en em gaffe pinvidiq dirazoc'h, pinvidiq en œuvrou mad, en graç, en meritou? En petra em eus eta sonjet bete vremàn? Pe me em eus neglijet destum madou evit an ên, dre ar soign d'en em binvidiqât evit an douar, pe dre un ambarras al qer vèn, va follentez a so ingal. Qemer a rìn adalec bremàn ar pinvidiq avaricius evit va exempl, mes evit madou differant. Beza em bezo evit madou an ên ar memes ardeur en devoa evit madou an

douar. Soutenit va resolucion dre ho craç, ô va Doue. Labourat; esperi a rin evel ar pinvidiq demeus an Aviel; evit beva eurus, mervel contant, hac en em gaout ebars en abondanç hac en deliçou epad an eternite. *Amen.*

CLX. MEDITACION.

Confianç en Doue evit ezomou ar vuez.
Luc. 12. 22-31.

I. Poent.

Furnez infinit an Otrou-Doue.

„ Mes J.-C. a lavaras d'e Zisqibien : Ne „ vezit qet eta en poan evit ho puez a betra „ en em vezurfot, nac evit ho corf a betra „ en em visqot. „ Ar pez a lavar Jesus amàn demeus ar vagadurez hac ar guisqamant, a dleer da entent demeus an ol ezomou.

1. En em gonsideromp ni hon-unan. *Ar vuez a so muy eguet ar vagadurez, hac ar c'horf muy eguet ar guisqamant.* Doue en eus roet deomp ar vuez; ar pez a vanq deomp n'en eo na qer considerabl, na qer precius evel ar pez hon eus recevet : penos eta ec'h allomp caout aon ne ve refuzet deomp gant e furnez infinit?

2. Considerомp al loêned. *Considerit ar brini; ne hadont, ne vedont, n'o deus na celier na grignel, mes Doue o mezur. Peguement e talvezit-u muy eguet an evenet-se!* Guelomp al loêned pere a nich ebars en ær, a guerz pe a ruz var an douar, a neu ebars en dour. Peguer bras benac e zeo an differanç a so etre ar speçou anezo, etre o ezomou, etre ar galite demeus o magadurez, ne gavont-y qet qement a so necesser dezo? N'o deus na micher, na disqamant, na rêzon; furnez an Otrou-Doue a fournis tout. Peseurt comparêzon a so etre ni hac al loêned? Pa ne vanq eta netra dezo, penos ec'h allomp caout aon e vanqse deomp-ni?

3. Considerомp ar boqedou. *Considerit ar fourdilis, guelit penos e cresqont; ne labouront na ne nezont; gouscoude me en lavar deoc'h: Salomon memes ebars en e ol c'hloar, ne voa qet guisqet evel pepini anezo. Mes mar en eus an Otrou-Doue soign da visqa evelse ur yeoten peini a so hirio ebars er parqou, ha peini varc'hoas a vezo tolet er forn, peguement muy a zoign en devezo d'o quisqa c'houi, ô tud a nebeut a feiz!* Peguer charmant eo ar vel demeus ur c'hampagn goloet a voqedou! Nan, ar fura demeus an dud, ar pinvidiqa demeus

ar Rouane ebars en etofou ar muya precius, goloet a aour hac a berlezennou, n'en eus qet cavet ur guisqamant comparabl ous hini ur boqet. N'en eo qet c'houi, o boqedou caër, a so en em visqet evelse; furnez an Otrou-Doue en eus ornet ac'hanoc'h. Gouscoude n'en oc'h destinet nemet da veza tolet en tân; ha me, destinet evit an ên, em befe disfianç demeus a furnez va Doue!

II. Poent.

Puissanç infinit an Otrou-Doue.

Peini ac'hanoc'h gant e ol attancion a el ajouti un ilinad d'e vent? Mar tremen eta an traou distera ho pouar, perac en em vorc'hedit-u demeus ar real? N'en em laqit qet eta en poan demeus ar pez ho pezo da zébri ha da eva, ne vezit qet ho speret morc'hedet varse. N'en eus den dirêzon aoüalc'h evit sonjal ec'h ouffe cresqi e vent demeus ul lignen hepqen; penos eta e zeus qement a dud pere en em gred fur, hac en em occup demeus ar sezoniou, ar glao, an avel, an tempest, ar c'hren-douar, demeus ar pez a so cos d'ar brezel, d'ar vocen, d'ar famin, evel pa ne vije qet qer vên ar zònjesonou-se, evel pa ne vijent qet qer dic'halloud

evit an traou-se evel ma zint evit renta o c'horf huelloc'h eguet n'en eo laqet gant Doue. En em gontantomp eta da gonsideri ha da ober bemde ar pez a c'houlen diganeomp ar Brovidanç; lezomp ar rest gant ar buissanç infinit peini a ro ar mouvamant d'an ên ha d'an douar, hac a c'houarn pep tra gant un otorite souveren. Ebars er zoumission barfet da buissanç an Otrou-Doue, ebars en anaoudeguez demeus hor zempladurez hon-unan e qavimp hon repos hac hor c'honsolacion.

III. Poent.

Madelez infinit an Otrou-Doue.

1. *Rac an nacionou demeus arbed a c'houlen an traou-se ol. Mes evidoc'h, ho Tad a voar penos oc'h eus ezom anezo.* Tleout a reomp sellet an Otrou-Doue evel hon Tad, mes evel un Tad tener, peini a fel dezàn ober vad deomp; un Tad attantif, peini a hanav hon ol ezomou; un Tad ol-c'halloudus, peini a ra servichout pep tra evit e zesseignou. Penos en em vorc'hedi dindan un hevelep Tad, penos refus caout ennàn ur gonfianç parfet?... Peguement a Gristenien ne zonjont demeus an Otrou-Doue nemet evel ar bayanet,

ne hanaveont nep providanç, ne zellont nemet ar bed visibl-màn, ne hanaveont nemet un natur dal, digant peini n'o deus nac attancion na vad da c'hortoz, mes abers peini ec'h el pep droug c'hoarvezout gante. Ah! ne zònjomp qet evel ar bed, pa zonch ar bed evel ar bayanet.

2. *Clasqit eta da guenta Rouantelez Doue hac e justiç, hac an traou al ol a vezo roet deoc'h ouspen.* Ar pez a dleomp da glasq qent pep tra, eo Rouantelez Doue hac e justiç, gloar Doue hac hor zilvidiguez. Studiomp hac observomp e Lezen, ha bezomp sur penos ne vanqo netra deomp; hon Doue, hon Tad en eus-àn prometet. En em abandonomp eta d'e vadelez infinit evit qement a zel ac'hanomp, evit ar vuez hac evit ar maro.

O va Doue, hep paouez da labourat dindan ho torn en speret a beoc'h hac a zoumission, e considerin ho madelez infinit ebars er voyenou naturel dre bere e proculit din ar vuez hac ar guisqamant. Grit ma clasqin qent pep tra ho Rouantelez hac ho justiç, grit ne garin nemedoc'h er bed-màn, evit ma possedin ac'hanoc'h ebars en eternite. *Amen.*

CLXI. MEDITACION.

Jesus a ro courach d'e Ebestel. Luc. 12. 32-34.

I. Poent.

Jesus-Christ a bresant d'e Ebestel ur gonsolacion solid.

1. „ N'o pezit qet aon. „ Da lavaret eo, n'o pezit qet aon ne vanqfe deoc'h an traou necesser evit ar vuez; n'o pezit qet aon rac puissanç an dud, na rac fuloran drouc-sperejou, na rac o zempladurez o-unan, pa ne vezot qet temerer, pa laqfot oc'h ol gonfianç en Doue. Cetu aze assuranç ar guir Gristenien. Mes ni, peguen alies e vezomp troublet gant traou a nebeut a gonseqanç, bete souffr un domach bras en hon ene!

2. *N'o pezit qet aon, banden vian.* An niver demeus ar re a gompose neuze an Ilis a voa bian; un deiz e tleye beza bras ha compren an ol nacionou. Ebars en Ilis qer bras bremàn, an nombr demeus ar Gristenien fervant a so bian meurbet en comparêzon d'ar Gristenien lach ha d'ar bec'herien. D'an nombr bian-se e zeo prometet ar faveuriou. An hano a vanden

vian a verqe an affeccion dener a J.-C., hac ar vertuziou principala dre bere he deus triomphet ar Relijion, da lavaret eo, an humilite, an douçter, ar baciantet. Ha ni hon eus ar vertuziou-ze? Ha ni a so demeus an nombr bian? Ha ni a so dign eus a garantez Jesus?

3. *Rac plijet eo gant ho Tad réy deoc'h ar Rouantelez. Plijet eo.* Dre ur faveur particulier, dre un effet demeus e garantez en eus galvet ac'hanoc'h. *Gant ho Tad*, ar Mestr Souveren, ous peini ne rezist netra, peini a zalc'ho mad d'e c'hir, nemet c'houi en em rentfe indign eus e faveuriou. *Réy deoc'h ar Rouantelez.* Ha peseurt Rouantelez? Ma vije ur Rouantelez var an douar, e sacrififac'h pep tra evit en obteni; e sonjfac'h ennàn nos ha deiz, e tezirfac'h hep-ces ar moment da antren en possession anezàn; disprisout a rafac'h an ol draou al; ne lèzfac'h ebars en ho speret hac ebars en ho calon nemet sonjezonou hac affeccionou dign demeus ho testinacion. Mes d'ar Rouantelez celestiel, d'ar Rouantelez eternel e zoc'h galvet. Qemerit eta sonjezonou, santimanchou dign demeus ho Tad ha demeus ar Rouantelez en eus preparet deoc'h.

II. Poent.

J.-C. a ro d'e Ebestel un avertissamant eus ar brassa conseqanç.

1. *Guerzit ar pez oc'h eus, ha roit ar priz en aluzen.* Ar Gristenien guenta, ha calz a real en peb amzer o deus heuillet an avertissamantse gant rigor. Mes compren a ra ur gourc'hemen indispansabl evit an ol, beza diangach a galon dious pep tra, hac implija en aluzennou hac en œuvrou mad al ar pez n'en eo qet necesser deomp hervez hor c'hondicion, ha diminui hon dispignou hon-unan, dious ma zeo bras necessite ar beorien. Gourc'hemen avantajus : rêy a reomp traou dister evit madou demeus ur priz infinit.

2. *Grit y alc'hou pere ne uzont qet; destumit ebars en ên un tenzor ous peini ne dosta qet al laeron, peini ne baris qet, ha peini ne ve qet domajet gant ar prénvet.* Ar madou distribuet d'ar beorien a so un tenzor ebars en ên. An anaoudeguez eus a J.-C., eus e visteriou, eus e Lezen, an œuvrou mad, ar yun, ar vortificacion, a so un tenzor ebars en ên. Cetu aze an tenzoriou a dleer bemde da zestum, da gresqi, da verna.

3. Clêvet a reomp bemde ar rêzon eus an

avertissamant-mâ ; ha ni a vezo bepret disqiant aoüalc'h evit he ancouât? Tenzoriou an douar a so disprizabl, ne gontantont qet ac'hanomp, alies e paouraont, ec'h afflijont, e tourmantont; tenzoriou an douar n'en int qet sur, en mil fêçon ec'h aller o c'hol hac o c'holler; ar regret, alies ar vizer, avichou an dizesper eo ar c'henta punicion demeus hor sottis. Erfin n'en int qet padus; ar maro o lam diganeomp, pe evit lavarat guelloch, a lam ac'hanomp diganie. Tenzoriou an ên a gontant, a garg hor c'halon, a so dign demeûs hon estim, a so sur; an enemi ne el qet o laeres, na netra o goasta, padus int, ar maro a laqa ac'hanomp en possession anezo evit an eternite.

III. Poent.

Maxim important.

Rac e lec'h ma màn ho tenzor, eno e vezo ive ho calon.

Evit gout pelec'h emàn hor c'halon, guelomp pelec'h emàn hon tenzor, var an douar pe ebars en ên. Evit gout pelec'h e màn hon tenzor, guelomp ous petra eo troet hor c'halon, pe ous an douar pe ous an ên. Mar e màn hon tenzor hac hor c'halon var an douar, e perisso hon tenzor, hac hor c'halon a vezo tourmantet eternelamant. Mar e màn hon tenzor ebars en

ên, hor c'halon a joui Ilis triomphant. Sqêy a ra gant joa epad an eternite. vet, ha digueri a reomp c'halon, o trêy ous an ên hon r resinacion pront hon ol deziriou, hon ol affeccionou. Bepret e c'hor-hon tenzor, o caç d'an ên aluzennou, n Otrou. a garantez, actou a humilite, a baciant ortoz a vortificacion.

Allas! peguer necesser eo evidòn ar chen-chamant-se, rac va c'halon ha va zenzor a so antieramant var an douar. Sicourit ac'hanòn, ô va Doue, rac hep-oc'h ne allàn qet en em chench. Ma vijec'h va zenzor, ò va Zalver, peguen eurus e vijen! N'em bije qet a boan ous en em zerc'hel recueillet, o pedi, oc'h ober orêzon. Va c'homunionou a vije muyoc'h fervant; ne vijen qet yen, languissant, dissipet evel ma zòn. O Jesus, bezit va zenzor, possedit va c'halon en antier. *Amen.*

GLXII. MEDITACION.

Parabolennou var ar maro. Luc. 12. 35-41.

I. Poent.

En petra e consist ar breparacion d'ar Maro.

1. „ Ravezo ur gouris en dro deoc'h. „ Ar Judevien a zougue ur zê hir, peini a zavent

avertissamant-mâ ; ha ni a vezo bepret disqiant aoüalc'h evit he ancouât? Tenzoriou an douar a so disprizabl, ne gontantont qet ac'hanomp, alies e paouraont, ec'h afflijont, e tourmantont; tenzoriou an douar n'en int qet sur, en mil fêçon ec'h aller o c'hol hac o c'holler; ar regret, alies ar vizer, avichou an dizesper eo ar c'henta punicion demeus hor sottis. Erfin n'en int qet padus; ar maro o lam diganeomp, pe evit lavarat guelloch, a lam ac'hanomp diganțe. Tenzoriou an ên a gontant, a garg hor c'halon, a so dign demeûs hon estim, a so sur; an enemi ne el qet o laeres, na netra o goasta, padus int, ar maro a laqa ac'hanomp en possession anezo evit an eternite.

III. Poent.

Maxim important.

Rac e lec'h ma màn ho tenzor, eno e vezo ive ho calon.

Evit gout pelec'h emàn hor c'halon, guelomp pelec'h emàn hon tenzor, var an douar pe ebars en ên. Evit gout pelec'h e màn hon tenzor, guelomp ous petra eo troet hor c'halon, pe ous an douar pe ous an ên. Mar e màn hon tenzor hac hor c'halon var an douar, e perisso hon tenzor, hac hor c'halon a vezo tourmantet eternelamant. Mar e màn hon tenzor ebars en

ên, hor c'halon a jouisso anezàn gant assuranç, gant joa epad an eternite. Chenchomp eta hor c'halon, o trêy ous an ên hon ol zònjezonou, hon ol deziriou, hon ol affeccionou. Chenchomp hon tenzor, o caç d'an ên aluzennou, œuvrou a garantez, actou a humilite, a baciantet, a vortificacion.

Allas! peguer necesser eo evidòn ar chenchamant-se, rac va c'halon ha va zenzor a so antieramant var an douar. Sicourit ac'hanòn, ô va Doue, rac hep-oc'h ne allàn qet en em chench. Ma vijec'h va zenzor, ò va Zalver, peguen eurus e vijen! N'em bije qet a boan ous en em zerc'hel recueillet, o pedi, oc'h ober orêzon. Va c'homuniounou a vije muyoc'h fervant; ne vijen qet yen, languissant, dissipet evel ma zòn. O Jesus, bezit va zenzor, possedit va c'halon en antier. *Amen.*

CLXII. MEDITACION.

Parabolennou var ar maro. Luc. 12. 35-41.

I. Poent.

En petra e consist ar breparacion d'ar Maro.

1. „ Ravezo ur gouris en dro deoc'h. „ Ar Judevien a zougue ur zê hir, peini a zavent

gant ur gouris pa o dije ul labour benac pe ur veach da ober. Ar guenta preparacion d'ar maro, eo en em diambarrassi dious pep tra. Ar guisqamanchou pere a ambarras ac'hanomp eo madou an douar, hor passionou, hon afflicciono disordren, an attach ous ar blijadurezou hac an traou sansibl. Cetu aze ar pez a fot da arêti gant ar gouris demeus ar vortificacion. Distagomp eta hor c'halon dious traou an douar, hac en em dalc'homp bepret prest d'o c'huittât.

2. *Bezit bepret en ho taoùarn lamprou alumet.* Ar vuez a so ur veach grêt ebars en devalijen. Al lampr a dle hor c'hundui eo ar Feiz hac ar Relijion. Hep al lampr-se ne aller qet manqout da goeza ebars er precipiç. An hini n'en eus qet ar feiz etablisset gant J.-C., a beuill ur sclêrijen fos, hac en em gol evel an hini n'en eus Relijion ebet. Al lampr alumet, eo carantez Doue hac an nessa. An eol peini a die antreteni al lampr, eo an œuvrou mad, pere o santifia ac'hanomp, a royo sclêrijen d'ar real. Ha ni hon eus al lampr-se bepret alumet en hon dorn?

3. *Bezit hànval ous servicherien pere a c'hortoz o mestr pa retorno dious an eured, evit digueri dezàn pa éruo ha pa scoyo var an nor.* Hor Zalvar a so ebars en ên, er Banqet

eternel demeus an Ilis triomphant. Sqêy a ra var hon dor dre ar c'hlénvet, ha digueri a reomp dezàn mar domp prest, dre ur resinacion pront hac ar joa d'en em unissa gantàn. Bepret e c'hortozer var an douar, mes n'en eo qet an Otrou. Gortoz a rêr an oad, ar yec'hed, an nerz; gortoz a rêr maro ar real, plaçou, successionou; gortoz a rêr ur vuez hirroc'h, c'hoas bloavejou hep fin, mes e creiz ar gortoziou vên-se, ec'h êru an Otrou peini ne c'hortozet qet; sqêy a ra, essât a rêr serri outàn; mes antren a ra en despet deomp, hac e cav pep tra en dizurz. Pebes maleur! O esperançou vên, hac a dud oc'h eus tromplet! Allas, ha ne vezìn-me qet tromplet va-unan? N'er permetit qet, ô va Doue! Grit ma c'hortozìn ac'hanoc'h, ne c'hortozìn nemedoc'h, ne antreprenìn, ne rin netra nemet en gortoz ac'hanoc'h, evit pa sqofot, ma tigorìn deoc'h gant joa, dre an dezir ardant da veza unisset ganeoc'h evit biqen.

II. Poent.

Boneur ar re en em brepar d'ar Maro.

Eurus ar zervicherien-se pere a vezo cavet o veilla gant ar Mestr pa éruo. Me lavar deoc'h en guirione penos e laqo ur gouris en

dro dezàn, e rêy dezo en em blaci ous tol, hac e teuyo d'o zervicha. Ha pe én a éruo adalec an deirvet betec ar c'houec'hvet, pe adalec ar c'houec'hvet betec an novet heur eus an noz, mar o c'hav ebars er stad-se, eurus ar zervicherien-se !

1. A beseurt consolacion n'en eo qet carguet un ene fervant en guele ar maro; hep dale he foaniou a vezo tremenet, he c'hombajou finisset. Dare eo da veza récompancet dre ur repos eternel. Peguer consolant eo eviti beza disprizet ar madou dious pere e za da veza separet, ha da veza clasqet plijout da Zoue hepqen, peini a deu daviti. Gant peseurt joa e vel entre daouarn ar Bêleg, J.-C. o tont c'hoas ur vech d'en em rêy dezi evit he assuri demeus an immortalite eurus! Evit ar vech diveza en guel cuzet dindan ar speç a vara, hep dale en guelo dizolo ebars er gloar. Pebes joa eviti da veza en em gonsacret dezàn, da veza er zervichet! Peguer differant eo stad an ene monden; lach, dissipet, criminel! Hac a c'hlac'har, hac a remorzou, hac a spont!

2. An asistantet o deus lod ebars en boneur un den just o vervel. Ar joa peini a baris var e vizach, an ardeur gant peini e c'houlen ar

ar Sacramanchou, ar ferveur gant peini o receo, ar c'homzou a gonsolacion pere a adres d'ar re o deus qeuz dezàn, qementse ol a zo edifiant, ravissant. An êr gontant gant peini e rent e ene, a anonç ar zantimanchou a feiz, a esperanç, a garantez, gant pere e zeo animet. An tân sacr peini er c'honsum, a dom ar c'halonou ar muya yen, hac a ra dezo dezirout mervel demeus ur maro qer zantel ha qen eurus. Peguen differant eo maro ar bec'herien! Clevet a so re yaouanq ha re goz o crial en ur feçon euzus d'ar c'henta comz a anonce dezo e voa tost ar maro. Darn ne gonsantent nemet gant ur boan infinit comz ous ur Ministr demeus ar réconciliacion, darn al a refuse absolumant en ober; repoussa a rent ar re a gomze dezo eus an Otrou-Doue, pellât a rent ar grucifi a bresantet dezo; guelet a so o vervel qer calet ha qen insansibl evel loëned, re al en fulor hac en dizesper o vervel, ar blasfêm en o guinou.

3. Rentet eo huanaden diveza an den just. Petra a gav e ene diangajet dious liamou ar c'horf? Caout a ra ebars en Otrou-Doue ar Mestr peini he deus servichet, caret ha deziret; ur Mestr peini ne c'houlen muy a zervich

diganti, mes peini a fel dezàn he zervicha én e-unan; he diguemer a ra ebars er Banqet celestiel, implija a ra e ol buissanç evit contanti he ol deziriou. Ar vuez hac hi a so re hir evit servicha ur Mestr qer liberal? Ar c'hroaziou, ar binijennou, ar mortificacionou hac int a so re rust evit an eurustet a broculont deomp? O eneou fidel, gortozit an donidiguez eus ho Mestr gant joa, gant un impaciantet santel. N'en em droublit qet evit ar pec'hejou demeus ho puez tremenet, pere oc'h eus goelc'het ebars en e hoad, nac evit ar fotou a frajilite pere a achap diganeoc'h hac a bere e c'houlennit bemde pardon; an droublien-se a bellafe ac'hanoc'h dioutàn, a ve en risq memes da ober deoc'h col courach. Ur gonfianç ferm ebars en e vizericord, o rento muyoc'h fervant ebars en e zervich, hac a vezo agreaploc'h dezàn. Lavarit eta alies : eurus ar servicherien pere a veillo pa êruo o mestr! Esperi a ràn gant e c'hraç beza eus an niver-se; pebes boneur evidòn!

III. Poent.

Necessite da veza bepret prest da vervel.

1. *Mes selaouit qement-màn : ma ouife un tad a famill da bed-heur e tle al laer dont, e*

veillfe certen, ha ne lesfe qet toulla e di. Ma ouife an amzer, e veillfe neuze. Mes evel ne oar qet, e talc'h bepret e di en stad vad, ha dre ar voyen-ze e màn bepret tranqil. Pa ne ouzomp qet an amzer en peini e tleomp mervel, dioüallomp da veza james en ur stad en peini ne garfemp qet mervel. Ma ne ve qet antreet ar pec'het en hor c'honscianç, pe da viana mar hon eus-àn chasseet, ec'h allimp cousqet tranqil. Hac e varfemp subitamant, ne varvimp qet hep preparacion. Allas! evit an traou temporel e qemerer un attancion infinit, evit ar zilvidiguez ne guemerer precocion ebet : e voar en ur risq cuntinuel da veza reprouvet eternelamant, hac e vever tranqil.

2. *En em dalc'hit ive eta bepret prest, abalamour Mab an Den a deuyo d'an heur ne ouzoc'h qet.* Ar maro a zurpren bemde en mil fêçon. Unan a so abimet ebars en dour, un al ebars en tân. Hemàn a varv o coeza, henont dre an traou a goez var e guein. Unan a so lazet gant un adversour, un al dre un accidant pe dre apoplexis. Darn a varv en beach, darn al ebars en o zi; darn en deiz, darn al en nos. Peguement eus hon anaoudeguez a so marvet evelse! Hac int a voa en stad

a c'hraç? O va Doue, peguen terrubl eo un hevelep maro evit tud occupet a draou ar bed, ha nebeut occupet demeus o zilvidiguez! Ar maro a zurpren dre ar c'hlénvet. En em gaout a rêr arêtet en creiz an afferaou, ar blijadurezou, ebars en habitujou criminel; ha peseurt amzer evit en em zisposi da vervel! Esperi a rêr ne vezo netra ar c'hlénvet; en em dennet e voar demeus a glénvejou danjerussoc'h; real a so en em dennet eus ar memes clénvet; ne rêr netra evit en em brepari, hac ar maro a êru. Real goude beza grêt ur breparacion benac, en em gav guel, retorn a ra an esperanç da veva, hac alies ar passionou; hac er moment m'en em gredet ermès a risq, ec'h adfeiller en un tol hac e varver. Ah! bezomp prest, bezomp prest! Mar bezomp surprenet, e vezo dre hor fot, mes ne allimp muy repari ar fot-se!

3. *Neuze Pér a c'houlennas digantàn: Otrou, pe deomp, pe d'an ol ec'h adressit ar barabolen-se?* Un dra dign a gompassion eo guelet ar fêçon mac'h appliqer ur virione qen terrubl evel an incertenite eus ar maro. Ober a rêr uzach anezi evit an afferaou temporel. Lavarat a rêr pep tra, scriva ha sina a rêr pep tra; ne ouzer qet, e ve lavaret gant rêzon,

petra a el êruout, an den a el mervel eus an eil moment d'eguile. Mes evit ar zilvidiguez ne lavarer netra, evit ar zilvidiguez ne rêr netra! Anonç, prezeg a rêr d'ar real an incertenite demeus ar maro, hac evidomp hon-unan ne zònjomp qet enni. An den yaouanq-ont n'en eus qet a gompleccion vad, ar plac'h yaouanq-màn n'he deus qet a yec'hed, hen-a-hen a veler prest da vervel dre an oad pe an infirmiteou, hac e lavarer : Tleout a rajent en em brepari. Ha ni, n'en omp-ni qet ebars er memes obligacion? Ober a rêr ur vech benac ar refleccion-màn : Ne on qet pegoulz e varvìn; neuze e chomer tranqil; ha goude qement a avertissamanchou, a refleccionou, e varver c'hoas hep beza prest.

Din en particulier en em adres an instruccion-màn. Hep differi muy, e zàn d'en em laqat er stad en peini e carfen mervel, ebars er pratiq demeus ar vertuziou, ar mortificacionou, an exerciçou demeus ar Relijion; re em eus differet; re vras eo ar risq evit gortos pelloc'h. *Amen.*

CLXIII. MEDITACION.

Parabolen ar Gouarner. Luc. 12. 42-48.

I. Poent.

Ar Gouarner fidel.

1. „ An Otrou a respontas : piou eo ar „ zervicher fidel ha fur, a so etablisset gant „ an Otrou var e zervicherien, evit rêy dezo „ ebars en amzer o muzur a ed? „ Ar gouarner-màn a represant an Tadou a famill, ar Mestrou, an Officerien, ar Brincet, hac ispicial ar Bastoret, ar Superioret Ecclesiastiq hac ar Gôvessoret. Ar c'henta obligacion demeus ur Gouarner eo ar fidelite, o clasq, nonpas e interest e-unan, mes hini e Vestr. An eil eo an anaoudeguez demeus ar pez a so necesser evit occupi pepini demeus ar zervicherien hervez e dalanchou hac e nerz. An drede eo fournissa ar pez a so dleet da bepini ebars en amzer ha dious e ezom. Allas! pelec'h en em gav ar gouarner-se fidel, fur hac attantif? Mes peguement a re infidel, diavis ha neglijant! N'en òn-me qet eus ar re diveza?

2. *Eurus ar zervicher-se mar cav e vestr,*

pa éruo, anezàn ous en em gomporti evelse. Da lavarat eo, gant constanç hac hep paouez, gant applicacion hac hep neglijanç, gant perseveranç hac hep lezel netra. Arabat eo dezàn quittât e bost na dre inconstanç, na dre anui, na dre garout ar repos. Mes ma n'en eo muy capabl d'en em acquitta demeus e garg, e tle he abandoni, persuadet penos e heuill en qementse bolonte ar mestr.

3. *Me en lavar deoc'h en guirione penos e vestr a royo dezàn ar gouarnamant eus e ol vadou.* Cetu aze petra a el da rêy ar mestrou eus ar bed-màn, ha petra a el da esperi ar re da bere o deus confiet ul lod demeus o fossessionou. Mes petra a rêy ar Mestr eus an ên? Petra a bromet deomp én e-unan? Ar bossession demeus e ol vadou, ar bossession demeus e Rouantelez; ar bossession anezàn e-unan. O recompanç dign demeus hon deziriou, demeus hon labouriou, demeus hor perseveranç!

II. Poent.

Ar Gouarner infidel.

1. *Mes er c'hontrol, ma lavar ar zervicher-se énnàn e-unan : va Mestr n'en eo qet prest da éruout, ha mar en em laqa da sqêy ar zervicherien hac ar zervicherezet, da zébri,*

da eva, d'en em vezvi. Crim ar gouarner infidel e qever e vestr, eo sonjal penos e vezo pel hep êruout, hac implija e vadou en cher-vad hac en deboch. An neglijanç ebars en exerciçou spirituel, an ancoua demeus an Otrou-Doue, an ancoua eus ar maro, he incertenite hac he suitou, eo ar c'henta fot a reomp, hac ar zourcen eus ar real ol. Beva a rêr evel pa ne dlefet qet mervel, pe evel pa ne dostafe qet ar maro ouzomp. Ar gouarner a voaldretas ar zervicherien al. An hini en eus ancouêt an Otrou-Doue, ne ra qet a zifficulte da veza injust, da chagrina, da humilia, da bersecuti ar re a zisplich dezàn.

2. *Mestr ar zervicher-se a deuyo d'an deiz ne màn qet en gorto, ha d'an heur ne voar qet.* Ar Mestr a deuyo pa zonjer nebeuta, pa zoar occupet da ober fortun, d'en em zevel d'an henoriou, p'en em livrer gant ar muya a fianç d'ar blijadurezou, marteze d'ar pez a so ar muya capabl da denna e rigourussa venjanç. Ar virionemàn a so adresset d'an ol, mes particulieramant da Bastoret an eneou. Peguer trist, peguer maleurus e ve evite, goude beza alies exortet ar real d'en em derc'hel prest, m'en em lesfent da veza surprenet int o-unan!

3. *Hac er zeparo, hac e royo dezàn evit partach da veza en renq ar zervicherien infidel.* Da guenta e vezo separet evit biqen dious ar Bastoret fidel, pere o deus bet lod ebars en labouriou ar c'henta Ebestel, hac o deus bremâ lod en o recompanç. D'an eil e vezint en renq ar Gristenien fal, an Heretiqet, ar Judevien, ar Bayanet, an diaoulou. Pebes societe evit ur Ministr da J.-C., evit ur Successor d'an Ebestel! Erfin o devezo lod en o zuppliçou, hac e souffrint tourmanchou brassoc'h c'hoas ebars er memes flamou hac er memes eternite.

III. Poent.

Differanç etre ar zervicherien infidel.

1. *Ar zervicher peini en devezo hanavezet bolonte e Vestr, ha ne vezo qet en em dalc'het prest, ha ne vezo qet en em gomportet hervez e volonte, a vezo cannet en ur féçon rust.* Evelse e voa ar Judevien en amzer hor Zalver en comparêzon d'ar Jentilet. Hanaout a rent Lezen an Otrou-Doue, hac ar bromessa en devoa grêt da zigaç ar Messi, hac elec'h en em brepari d'en receo, en crucifijont. Evelse eo ar Gristenien en comparêzon d'an infidelet. Evelse eo an Ecclesiastiqet, ar Relijiuset, an

dud muyoc'h instruet en comparêzon d'ar gomun eus an dud. Mar neglijomp eta ober bolonte hor Mestr peini a hanaveomp qer sclêr, e zomp eus ar re muya coupabl, hac e veritomp ar rigourussa punicionou.

2. *Mes an hini nen evo qet hanaveet bolonte e Vestr, hac en devezo grêt traou pere a verit punicion, a vezo cannet gant nebeutoc'h a rigor.* Evelse e voa en amzer hor Zalver ar Jentilet en comparêzon d'ar Judevien; evelse eo hirio an infidelet en comparêzon d'ar Gristenien. Ma n'o deus qet gallet hanaveout J.-C., ne vezint qet punisset evit nonpas beza en adoret, mes abalamour d'ar pez o devezo grêt enep d'ar sclêrijen naturel ha d'ar gonscianç. Dign int a gompassion ebars en o ignoranç, mes coupabl ebars en o dizurzou. Mes ni, mar cometomp ar memes crimou goude beza recevet ar sclêrijen eus ar feiz, e vezimp mil guech muyoc'h coupabl, hac evelse e vezimp mil guech muyoc'h tourmantet.

3. *Goulennet e vezo calz digant an hini da beini e vezo bet roet calz, ha grêt e vezo renta brassoc'h eont d'an hini da beini e vezo bet confiet calz a draou.* Pepini a rento cont demeus an ol donezonou naturel ha dreist-naturel

en devezo recevet, demeus ar profit en devezo grêt, demeus an ol amzer en devezo jouisset. Cetu aze ar pez en eus grêt d'ar brassa Sent crena, ha mont da guzat pa broposet un dignite benac dezo, pe he receo hepqen evit nonpas rezista ous bolonte Doue. Ma n'en eo qet ar re-se hor zantimanchou-ni, ne hanaveomp qet aoüalc'h ar gont rigorius a vezo ret da renta.

O va Doue, peseurt cont ne c'houlenfot-u qet diganén pa barissìn dirazoc'h! O pezit truez ouzìn, ô va Zalver! o pezit truez ouzìn. E zàn d'en em brepari d'o tonidiguez, evit ne vezìn qet surprenet. Observi a rìn va c'hamejou, poeza a rìn va accionou, conta a rìn va c'homzou, evit ma rìn un uzach santel demeus ar sclêrijennou, an talànchou, an otorite hac an ol vadou em eus recevet. *Amen.*

CLXIV. MEDITACION.

An Donidiguez a J.-C. Luc. 12. 49-59.

I. Poent.

An effejou eus a Zonidiguez J.-C.

1. „ Deut on da zigaç an tân var an douar; „ ha petra a zeziràn-me nemet ma vezo alumet?„

Peseurt tân en eus digacet J.-C. var an douar? An tân demeus ar garantez divin, evit anflami ar c'halonou; an tân eus ar zêl evit gloar Doue, conversion ar bec'herien ha santificacion an eneou; an tân demeus ar bersecucion, evit purifia ha renta parfet ar vertu. Hor c'halonou hac int a so consumet gant an tân a garantez Doue? N'en int-y qet livret ol d'an traou terrien pere a zic'hrad hac a dourmant ac'hanomp, ous hon renta criminel? Alumit ennòn, ô va Zalver! an tân demeus ho carantez, peini a ray va gloar, va joa ha va boneur. Mar bezàn anflamet gant ho carantez, e proculin demeus va ol gallout silvidiguez va nessa, ec'handurin gant plijadur ar bersecucionou a denno varnòn ar Relijion a beini e ràn profession, hac ar zêl peini a dleàn da exerci. C'houi a fel deoc'h e ve alumet an tân-ze; me eta n'em eus-àn qet deurveet e alumi bete vremàn. Soutenit ar volonte a inspirit din hirio, da veza deoc'h antieramant betec ar maro, ha da lemel eus va c'halon qement a so opposet d'o carantez.

2. *Tleout a ràn beza badezet demeus ur vadiziant, ha peguement en em zantànpresset ma vezo accomplisset!* Ar vadiziant-se a voa ar vadiziant demeus e hoad, an diluch-se a

boaniou en peini e zeo bet abimet. Dre eno e zeo bet ar victim demeus e garantez en andret e Dad, demeus e drugarez evidomp, demeus a gassoni e enemiet. Marvet eo evit repari gloar e Dad, hon delivra eus an ifern, evit disqi deomp souffr ar bersecucion. An nebeut amzer en devoa da c'hortos ar vadiziantse, abarisserehir d'e garantez ardant, hac an dale-se a voa evitàn un tourmant cuntinuel. Ah! perac n'en omp-ni qet dêvet a garantez evit Jesus, ha devoret gant ar zêl evit e c'hloar!

3. *Credi a rit-u e zòn deut da zigaç ar peoc'h var an douar? Nan, me en discléry deoc'h, mes an division. Rac mar en em gav pemp personach en ur memes ti, e vezint divizet tri ous daou, ha daou ous tri. An tad a vezo en divizion ous ar mab, hac ar mab ous an tad, ar vam ous ar verc'h, hac ar verc'h ous ar vam, ar vam-gaer ous ar verc'h-caer, hac ar verc'h-caer ous ar vam-gaer.* Caout a reomp ebars en Histor an ol divisionou anoncet amàn gant hor Zaver; guelet a so tud eus ar memes ti, eus ar memes goad ous en em livra, ous en em persecuti an eil eguile. Hirio, petra benac n'en eus muy a bersecucion, da viana jeneral, gir vignonet

an Otrou-Doue ne jouissont qet evit-se demeus ur peoc'h parfet. Ah! ret eo e ve c'hoas division ha separacion. Ar re vad a dle en em disclêrya gant liberte, hac avichou en em zepari antieramant. Ar re vechant ne vanqont qet da bersecuti ar re vad, hac en em separi dioute. Separacion terrubl, peini a so un imach demeus an hini a vezo grêt en deiz diveza hac a vezo eternel. En em zeparomp dious ar bec'herien, mar deo necesser ar separacion-se evit hor zilvidiguez.

II. Poent.

Hanaoui Donidiguez Jesus-Christ.

1. *Lavarat a rê ive d'ar bobl: pa velit ur goabren en tu ar c'huz eol, e lavarit qerqent penos ar glo ne zaleo qet da zont, ha dont a ra. Pa c'huez avel ar c'hreiz-deiz, e lavarit e ray tomder; ha qementse a êru. Hipocritet! gout a rit jija qer mad ar pez a so anoncet dre ar pez e baris en ên ha var an douar, penos eta ne hanaveit-u qet an amzer e peini e zomp?* An amzer-se a voa evit ar Judevien amzer dondiguez ar Messi. Ar brofeciou accomplisset en personach J.-C., ar miraclou a rê, pep tra a avertisse ar Judevien penos e voa deu an amzer eus o delivranç, ha

penos J.-C. a voa o Redemptor. Mes elec'h en hanaout ha profita demeus ar boneur a c'hortozent, e laqjont d'ar maro an hini a voa deut evît rêy dezo ar vuez. An amzer a beini e comz hor Zalver a so evidomp an amzer demeus e c'hraç hac e vizericord, an ol amzer demeus ar vuez bresant, en peini ec'h offr deomp e veritou. Da betra ec'h implijomp-ni an amzer-zeqer ber, a beini e tepant an eternite?

2. *Penos noc'h eus-u qet a ententamant evit juja dreizoc'h oc'h-unan ar pez a so just?* Ha ni a so just e qever an Otrou-Doue? Jujomp dreizomp hon-unan; ha ni a garfe beza servichet evel ma en servichomp? Ha ni a so just e qever an nessa? Jujomp dreizomp hon-unan? Ha ni a garfe beza trêtet evel ma en trêtomp? Ha ni a so just en hon c'hever hon-unan? Jujomp dre hor c'honsciañç hac hon remorzou. Allas! injust e zomp ha pec'herien. Caer hon effe cuza hor pec'hejou ous an dud, an Otrou-Doue o hanav, hac o disoloo un deiz, ma ne reomp qet a binijen, ma ne retornomp qet da hent ar justiç. O funissa a ray dre ur suppliç eternel a beini e cav e zint dign, ma ne ziarbennomp e varnidiguez terrubl, qeita m'on eus an amzer.

III. Poent.

Ar Varn particulier.

Pa zit dirac ar Prinç gant ho parti, essait sortial a affer gantàn qeita ma zoc'h en hent, gant aon ne dreinfe ac'hanoc'h dirac ar barner, ne livrfe ar barner ac'hanoc'h da vinistr ar justiç, ha ne laqfe hemàn ac'hanoc'h er prison; rac me a assur deoc'h penos ne sortifot qet ac'hane n'o pezo péet betec an diveza obolen. Ar Prinç eo an Otrou-Doue; ar Baner eo J.-C.; ministr ar justiç eo an drouc-speret; ar parti offanset eo ar gonscianç, hon nessa, ar prinç, ar barner. Ebars ar varnse J.-C. a vezo er memes amzer barner, test, accuser ha parti. Peguen terrubl e vezo eta evit ar bec'herien! Mes, ô madelez infinit demeus an Otrou-Doue! Jesus e-unan a zisq deomp ar voyen d'en renta favorabl. Ar voyen-se eo en em accordi gantàn qeita ma zomp en hent. Offr a ra deomp evit-se e hoad, e varo, e veritou, e c'hraçou, e zacramanchou, e vizericord. O tud disqiant! ma ne brofitit qet demeus un offr qer jenerus, qen avantajus, peini a deu da zigueri deoc'h dorojou an êñ, evit ma elfot, er moment demeus ho maro, antren hep ampechamant ebet.

En

En em accordomp eta, ô va Zalver, qent ma parissìn dirazoc'h. E zàn d'en em accusi d'ho Ministr ha d'en em burifia ebars en ho coad; e zàn da renta d'am nessa ar pez em eus dezàn, d'en em reconcilia gant an hini em eus offancet; e zàn da gundui ur vuez chast, humbl, devot, penitant, reglet var ho courc'hemennou hac an obligacionou demeus va stad. E zàn da guerzat ganeoc'h, nonpas evel gant un adversour, mes evel gant va mestr peini a garàn a greis va c'halon, peini a fel dìn da zervicha gant ardeur, evit ma viot un deiz va mediator ha va Zalver. *Amen.*

CLXV. MEDITACION.

Effejou sansibl a justiç Doue, ha Parabolen ar Fiezen. Luc. 13. 1-9.

I. Poent.

Effejou sansibl a justiç Doue.

„ Er memes amzer ur re benac a deuas da la-
„ varat da Jesus ar pez a voa êruet gant Gali-
„ leanet, a bere Pilat en evoa mesqet ar goad
„ gant hini o victimou, ha Jesus a lavaras dezo:
„ Sonjal a rit-u e vije ar Galileanet-se ar

„ brassa pec'herien a C'halilee, abalamour ma „ zint bet trêtet evelse? Nan, me en assur „ deoc'h; mes ma ne rit pinijen, e perisfot „ ol er memes fêçon. Sonjal a rit-u ive penos „ an trivac'h personach var bere e zeo coezet „ tour Siloë, ha pere he deus ecrazet, a voa „ ar muya coupabl demeus a ol habitantet „ Jerusalem? Nan, me en assur deoc'h; mes „ ma ne rit pinijen, e perisfot ol er memes „ fêçon. „ Peguement a accidantou hànval ous ar re a so rapportet amàn, a so êruet guech gant un den, guech gant ur certen nombr a dud, guech gant millieriou assambles. Allas! en peseurt stad e voa o eneou? Pe en stad a c'hraç, pe en stad a bec'het marvel? Cetu aze ar pez a so epouvantabl. Peguen alies, ma vije êruet ar memes tra ganén, è voan collet, e voan daonet! Penos eta ec'h allàn consanti d'ar pec'het? Penos ec'h allàn chom ur moment ebars er pec'het? Perac ne hastomp-ni qet appesi coler an Otrou-Doue dre ar binijen, ha distrey divar hor pennou ar maleuriou diveza marteze prest da goeza varnomp? Ar Judevien en em galedas ous avertissamanchou J.-C., hac a berissas hep dale dre an tân, ar c'hleze, ar famin, pa

voe distrujet Jerusalem gant an armeou Romen. Mar deo c'hoas bouzar an dud ous moez an Otrou-Doue, ne vezomp nemet muyoc'h ardant a se oc'h ober pinijen hac evidomp hac evite. Avichou e pardon an Otrou-Doue d'ar re goupabl en faveur ar re just. Mes ha pa exerçfe e justiç dre ar maleuriou, ha pa berisfemp honunan, ar zilvidiguez eternel a ve hon recompanç. J.-C. a assur penos n'en eo qet bepret ar brassa pec'herien a beris evelse. Ne varnomp den, hac en em gonservomp ebars er stad en peini e teziromp mervel.

II. Poent.

Secrejou revelet gant J.-C. evit hon douguen d'ar binijen.

D'ar gourdrouz en evoa grêt Jesus d'ar bobl en daou c'hir, *ec'h ajoutas ar Barabolen-màn : Un den en evoa ur fiezen plantet ebars en e vinien, hac o tont da glasq frouez enni, ne gavas qet. Neuze e lavaras d'e vinier : tri bloaz so e teuàn da glasq frouez ebars ar fiezen-se, ha ne gavàn qet : troc'hit-i eta; perac ec'h occup c'hoas an douar? Ar vinier a respontas dezàn : Otrou, lezit-i c'hoas er bloa-màn, me a labouro endro*

dezi, me a laqo teil; marteze e tougo frouez; ma ne zoug qet, e refot he zrec'hi. Applicomp ar barabolen-màn deomp hon-unan, hac e qavimp enni c'houec'h rêzon da ober ur binijen bront.

1. Madelezou an Otrou-Doue en hon andret. *Un den en evoa ur fiezen plantet en e vinien.* Ar fiezen a voa ar Judevien var an douar hac en creiz an nacionou. Jerusalem a voa ar guær gapital, placet en creiz ar bobl choazet. Ar fiezen-se eo ni hon-unan greffet en J.-C. dre ar vadiziant, plantet en e Ilis dre ar feiz, marteze galvet d'ar vêleguiach, d'ar stad relijius. En peseurt stad benac m'en em gafomp, e zomp bet labouret gant soign, arozet gant graçou an ên, creêt enep d'ar scandal ha d'ar gorrupcion eus ar bed. En em c'hlorifia a reomp memes eus an ol avantajouse. Mes sonjal a reomp-ni trugarecât an hini digant peini hon eus-e recevet? Sonjal a reomp-ni respont oute, o touguen ar frouez a so lec'h da c'hortos diganeomp? Sonjal a reomp-ni n'en eus justiç an Otrou-Doue netra da c'houlen diganeomp, goude m'en eus e vadelez accordet deomp qement a faveuriou?

2. Hon ingrateri e qever an Otrou-Doue.

Hac o tont evit clasq frouez enni, n'en eus qet cavet. Cetu aze stad ar Judevien, stad Jerusalem en amzer J.-C. Ha n'en eo qet siouas, hon hini hon-unan? Pelec'h e màn ar frouez hon eus douguet? Pelec'h e màn an œuvrou mad hon eus grêt? Peseurt vertu a el an Otrou-Doue da gaout ennomp? Elec'h frouez a vertu, marteze n'on eus produet nemet frouez a bec'het.

3. Paciantet an Otrou-Doue en hon andret. *Neuze e lavaras d'e vinier : tri bloaz so e teuàn da glasq frouez ebars er fiezen-màn, ha ne gavàn qet.* Redec a rê an drivet bloaz abaoue m'en devoa comancet J.-C. da brezeg publiqamant ar binijen, hac ar Judevien nevoant qet comancet c'hoas d'he ober. Ni ne gontomp qet, mes Doue a gont ar bloavezïou-se pere a dremenomp ebars en dissipacion, ebars en ancoua demeus hon obligacionou, demeus hor zilvidiguez a beini ne zougomp frouez ebet. Ni a ancoua ar pez a dleomp d'an Otrou-Doue, mes én n'en ancoua qet; ni a vev evel pa ne dlefemp netra dezàn, mes én a deu da glasq ar pez a dleomp. Pel a so e c'horto e tougfemp frouez dious an ol soign a guemer ac'hanomp, ha bepret e tremplomp e esperanç. Petra ê vijemp bremàn, m'en devije punisset ac'hanomp

qerqent ha ma zomp bet infidel dezàn! Pebes paciantet da veza hon supportet qeit amzer, nonpas hepqen tri bloaz, mes uguent, trêgont ha marteze ouspen. An ifern en eus murmuret, an drouc-speret a so en em glêmet, an dud daonet a bere calz a so nebeutoc'h coupabl eguedomp, o deus blasfêmet. Petra a lavar ispicial ar re a so bet hor c'honsortet ebars er c'hrim, ar re hon eus scandalizet hac a reprobacion pere e zomp bet cos!

4. Justiç Doue. *Troc'hit eta ar vezen-se : perac ec'h occup c'hoas an douar ?* Tud maleurus ma zomp, marteze hirio e za an Otrou-Doue da brononç ar setanç-se enep deomp; e justiç peini ne el muy anduri hon neglijançou, hon scandaliou, a ya da rêy an urz absolu d'on displanta demeus un douar peini a occupomp inutilamant, da lemel ac'hanomp demeus ur societe peini a zishenoromp, demeus ur famill, ur baros peini a zougomp d'an droug, demeus ur vuez a beini ec'h abusomp.

Misericord an Otrou-Doue. *Mes ar Vinier a respontas dezàn : Otrou, lezit-hi c'hoas er bloa-màn, me a labouro endro dezi, me a laqo teil; marteze e tougo frouez.* Piou en eus qemeret ha difennet va c'hos en amzer

ne sonjen-me nemet ober va daonacion? C'houi, ô Guerc'hez Santel; c'houi, va Æl-Gardien; c'houi, va Faeron; c'houi, va Frotectoret. O Sent demeus an êu, ô tud just demeus an douar, c'houi ol oc'h eus implijet evidòn oc'h intercession galloudus! O va Zalver, c'houi oc'h eus appezet dre ar merit eus ho maro justiç ha coler ho Tad. O mizericord Jesus, c'houi oc'h eus distroet ar foultr, peini a oa prest da goeza var va fenn; hac e lec'h ar bunicion a veriten, e preparit dìn c'hoas faveuriou neve, e proculit dìn moyenou neve a zilvidiguez. Abusi a rìn-me c'hoas eus a guementse ol? N'en permetit qet, ô va Doue! Soutenit ac'hanòn ebars er resolucion ferm en peini e zòn da brofita demeus ho mizericord, ha da veza fidel deoc'h.

6. An diveza termen eus a baciantet an Otrou-Doue. *Otramant e refot he zréc'hi.* Judevien maleurus, ne fellas qet deoc'h compren ar barabolen-màn, na profita demeus ar bloavez diveza a accorde deoc'h J.-C., hac e voac'h lamet eus a renq an nacionou. Hep bro var an douar, hep qær, hep templou, hep oteriou, ne chomit nemet evit accomplissa ar brofeci peini a anonç ar bunicion dleet d'o caleder.

Allas! peguement a bobliou n'o deus qet comprenet ar memes parabolen, o deus collet ar feiz ha ne maint muy en renq an dud fidel!

O va Doue, ha me a gompren va-unan ar barabolen? Pelec'h e zeo placet evidòn an diveza termen eus ho paciantet? Marteze n'em eus muy nemet ar moment-màn. Ah! hep differi, muy e zàn da brofita demeus ar voyen a lezit c'hoas ganén. E zàn da gomanç ho servicha gant ferveur, da zouguen frouez a zilvidiguez, evit distrêy an effet demeus ho courdrouzou, hac evit ma vezìn deoc'h ebars en amzer hac en eternite. *Amen.*

CLXVI. MEDITACION.

Ur vreg croumet, guellét deiz ar Sabbat.
Luc. 13. 10-17.

I. POENT.

Infirmite ar vreg-se.

„ EVEL ma instrue Jesus ebars er Sinagog „ deiz ar Sabbat, e teuas eno ur vreg possedet „ gant ar speret impur, peini he rente clàn „ abaoue trivac'h vloaz; pleguet e voa qement „ ne alle qet sellet ous crec'h. „ Infirmité ar vreg-se ne voa nemet un imach dister demeus a hini un ene en stad a bec'het. Infirmite ar vreg a deue abeurs an drouc-speret; p'en em livromp d'ar pec'het, e heuillomp ali an adversour-se eus hor zilvidiguez. Ar vreg-se a voa infirm abaoue trivac'h vloaz; ha ni, abaoue peguement a amzer e zomp-ni pec'herien! Ar vreg-se a voa qer pleguet, ne alle qet sellet ous crec'h. Lavarit d'ar pec'her-se sevel e zaoulagad etreze an êu, ha consideri eno un Doue liberal, peini a implich e ol c'halloud evit carga a vadou hac a zeliçou epad an eternite an eneou pere dre garantez evitàn a so en em brivet un nebeut momentchou demeus a vadou hac a blijadurezou an douar: lavarit dezàn da viana consideri un Doue just peini a gondaono d'an tân eternel ar re o devezo dispriset ha torret e Lezennou. Ah! ne zel qet qeit-se, ne vel nemet madou ha plijadurezou an douar, ne hanav qen poan nemet beza privet anezo. Lavarit d'an ene dissipet-se en em laqat en presanç Doue, sonjal ennàn, pedi, ober orêzon a galon; ne voar qet petra a lavarit dezi. Ne vel nemet an douar, ne el qet sellet huelloc'h. Contractet he deus an habitud, chom a ra pleguet dindan an esclavach mezus eus an drouc-speret.

II. Poent.

Guellaen ar vreg.

1. *Jesus o veza heguelet ha galvet a lavaras dezi: greg, delivret oc'h dious oc'h infirmite, hac a bosas e zaouarn varnezi.* Jesus a velas ar vreg-se afflijet, mes o tezirout gant ardeur he delivranç; guelet a ra ac'hanomp accablet dindan hon habitujou, mes guelet a ra hon eus aon memes da veza guellêt. Pebes joa evit ar vreg-se pa glêvas Jesus ous he guervel gant ur voez leun a charm hac a buissanç! Peguer pront ec'h oboissas da ur gourc'hemen qer douç! He delivranç hac ar fêçon ma voe delivret, a so un imach sansibl demeus a Zacramant ar binijen. J.-C. a gomz ouzomp dre c'hinou e Vinistr, én a zao an dorn a uz deomp; e ol buissanç a zelivr ac'hanomp dious ar bec'h ponner eus hor pec'hejou... Mes allas! pegueit zo e c'halv Jesus ac'hanomp hac e tifferomp da oboissa; pe mar tostaomp d'an tribunal sacr, hor goal disposicionou a ra ma tennomp nebeut a brofit, pe ne dennomp nep profit eus ur remed qen effedus ennàn e-unan!

2. *Er memes instant, ar vreg a zavas eün hac a rentas gloar da Zoue.* Guellaen bront,

parfet, publiq, padus. Pegoulz e vezo guelet ennomp ar memes chenchamant? Ne vezimp qet guellêt interieuramant, qeita ma sellimp ous plijadurezou an douar, ous vaniteou ar bed, qeita na vezo qet guelet ennomp muy a vodesti, a zevocion, a ardeur evit ar beden. Mar en em zantomp eta guellêt, trugarecaomp Doue ha rentomp gloar dezàn evel ar vreg eurus-se. Mes sonjomp penos ne c'hoarve qet evit infirmiteou an ene, evel evit infirmiteou ar c'horf. Ar vreg-se guellêt dre gomz J.-C., n'he devoa qet a lec'h da gaout aon ne deuje c'hoas an drouc-speret d'he flega entreze an douar. Mes hon ene, ur vech, mil guech guellêt, a so bepret sujet da blega, d'en em izellât, ma ne imploromp hep-ces graç J.-C., ha ma ne labouromp gantàn evit en em derc'hel ebars er stad en peini en eus hon laqêt. Peguer mizerabl òn, ô va Doue! Bepret en em gavàn croumet ous an douar; mil affeccion ous traou ar bed a antre ebars em c'halon, en occup en antier, ha qazi hep ma santàn a belec'h na penos e teuont. Soutenit ac'hanòn, ô Jesus, savit ac'hanòn, o pezit truez ouzin.

III. Poent.

Ar Chef demeus ar Sinagog humiliet.

1. Ar Chef demeus ar Sinagog, doagnet deus ar gloar a Jesus, en em adressas d'ar bobl, hac a lavaras : *Beza a so c'houec'h deiz ebars er zizun destinet d'al labour; deut en deiziou-se evit beza guellêt, mes nonpas deiz ar Sabbat.* Ar Chef-se evel ar Pharisianet a accuse J.-C. da derri Lezen ar Sabbat dre ar miraclou a rê en deiz-se. Mes qementse ne voa nemet un digare evit cuza o orgouill hac ar jalousi o devoa outàn. En em disfiomp demeus ar re a gondaon Ministret J.-C. pere a labour evit conversion ar bec'herien.

2. *Mes an Otrou a lavaras dezàn : Hipocritet, hac én a so hini ac'hanoc'h ne zistag, deiz ar Sabbat, e eujen pe é azen demeus ar c'hraou, evit o c'haç d'an dour? Perac éta ne voa qet mad delivra dious he liamou deiz ar Sabbat, ar verc'h-se da Abraham, dalc'het captives gant Satan abaoue trivac'h vloaz?* Comparêzon sansibl evit ar bobl, mes meurbet humiliant evit vanite ar Pharisianet. Ar fos devocion a inspir ar galeder e qever hon nessa, a rent ac'hanomp nebeutoc'h truezus en andret hor breudeur, pere a so abaoue pel amzer

esclavet d'an drouc-speret, evit ne vemp en qever an anevalet pere a so en hor zervich.

3. *Ha qeita ma comze Jesus evelse, e ol adversourien a chomas confus, hac ar bobl ol a oa ravisset demeus an accionou bras grêt gantàn.* Ar jalousi a dro alies en confusion ar re en em ro d'ar viç infam-se, hac a zervic'h evit gloar an hini peini a so attaqet. Ar bobl hac an dud a doujanç Doue en eus istim hac affeccion evit ar re a velont oc'h ober ar vad e creis ar c'hontroliezou. Hanaout a reont hep poan en pez tu e màn ar virione, hac e qerzont gant assuranç ebars en hent ar zilvidiguez, qeita ma zeo egaret an Doctor orgouillus.

Sellit ouzìn, ô va Doue, gant daoulagad a vizericord. Va stad a so muyoc'h deplorabl eguet hini ar vreg-se demeus an Aviel; ne allàn qet sellet ous crec'h, heuill a ràn va desiriou fal, va ene a so occupet ol eus a draou ar bed-màn, bepret e chomàn pleguet ous an douar. Galvit ac'hanòn, ô Jesus, touchit va ene dre ho craç, savit va c'halon entreze ar madou eternel, evit ne zellìn nemet an êu, a beini e c'hortozàn va zicour, hac en peini ec'h esperàn rën ganeoc'h. *Amen.*

CLXVII. MEDITACION.

Parabolen ar C'hreunen Ceün hac ar Gouëll. Luc. 13. 18-21.

I. Poent.

Ar C'hreunen Ceün.

„ Lavarat a rê ive : ous petra e zeo hànval „ Rouantelez an ên, hac ous petra er c'hom- „ parajin-me? Hànval eo ous ur c'hreunen „ ceün peini a so bet qemeret hâc hadet gant „ un den ebars en e jardin, ha peini a gresq „ bete beza ur vezen vras, en ur fêçon ma „ teu al lapousset demeus an ên da repos „ var he branqou. „

1. Rouantelez Doue sinifiet dre ar barabolen-se. Ar jardin-se eo an hini en peini e voe be J.-C., a belec'h e sortias glorius ha triomphant evit beza hor buez, hor justiç, hon esperanç. Ha ni a so demeus al lapousset-se eus an ên, demeus an eneou pur pere a guemer o repos, a gav o nerz, a laqa o deliçou ebars en Jesus? Ar jardin-se eo ar bed, en peini J.-C. en eus placet e Ilis, qer bian er c'homançamant, ha qer bras presantamant. Carout ha servicha

a reomp-ni an Ilis-se? Ar jardin-se eo hor c'halon en peini e zeo bet hadet ar c'hraç. An had precius-se pe én en eus cresqet ennomp, pe én a so bet mouguet dre hon infideliteou?

2. Ar Barabolen-se a el ive beza appliqet da rën an drouc-speret. An drouc-speret chasseet gant J.-C. divar an douar, chasseet demeus e Ilis, chasseet demeus hor c'halonou, a retorn evit adsevel enne e rën opposet da rën an Otrou-Doue. Ar scandal ebars er bed, an heresi ebars en Ilis, ar passionou ebars en ur galon, qementse ol a so ur c'hreunen vian er c'homançamant; mes mar n'he mouguer qet abred, e teu da veza ur vezen vras en peini e teu nonpas al lapousset demeus an ên, mes an amprefanet eus an douar hac ar serpantet eus an ifern, da lavarat eo, an impieteou, an impureteou, ar sacrilejou, an erroliou, ar blasfêmou, hac e teuont, nonpas evit qemer o repos, mes evit laqat dreol an droublien hac ar gonfusion, evit exerci o fulor hac o c'hrueldet. Cetu aze an differanç entre rën an Otrou-Doue ha rën an drouc-speret. Dindan peini e vevomp-ni?

❋

II. Poent.

Ar Gouëll.

Lavaret a eure c'hoas : ous petra e comparaîn-me Rouantelez Doue? Hànval eo ous ar gouëll peini a ve qemeret gant ur vreg ha laqet ebars en tri muzur bleud, qen a ve savet an toaz ol.

1. Rouantelez Doue sinifiet dre ar barabolen-se. Ar tri muzur bleud-se eo an teir forcion eus ar bed hanaveet neuse : an Asi, an Europ hac an Afriq. An Aviel a so bet preseguet enne, hac ar gôadur en eus produet ur foul immanç a Zent. Qerqent ha ma zeo bet dizoloet ar bedervet porcion eus an douar, an Ilis he deus laqet enni ar gouëll sacr, hac an Ameriq en eus produet ar memes vertuziou, evel an teir forcion guenta. An tri muzur bleud a so c'hoas an teir faculte eus hon ene en pere ar c'hraç, comzou Doue, Sacramant an Oter a deu da c'hôy ha da renta ac'hanomp baraou dign da veza presantet d'an Otrou-Doue var e Oter eternel. Dioüallomp eta da arêti pe da droubli ar vertuz demeus ar gouëll divin-se.

2. Ar Barabolen a el ive beza appliqet da rën

rën an drouc-speret. Mar en eus an Aviel evel ur gouëll precius santifiet ar bed, e zeus bepret chomet ive ur gouëll fal a orgouill hac a gouëtiç, peini a deu da antreteni rën an drouc-speret, a brodu ar pec'het, an amcredulez, ar schism hac an heresiou. Dont a ra ganeomp var an douar ar gouëll fal peini a zigaç rën an drouc-speret ebars er c'halonou, hac ar gouëll danjerus-se a réceo un nerz neve dre ar goal exempl, ar goal discoursiou, ar goal gompagnunezou. Beillomp eta varnomp hon-unan.

Ia, ô va Doue, teurel a rin pel diouzin qement a ve capabl da noazout d'am feiz, da ampoezoni va c'halon, da angaji ac'hanòn a neve dindan mestroniach an drouc-speret, a beini oc'h eus va delivret dre ho craç. Ne fot nemet nebeut a vouëll evit treinqa an toaz en antier, en gout a rân ; abalamour da-ze en em evessain gant attancion, gant scrupul, gant constanç. Soutenit ac'hanòn, ô va Jesus, dre ar priz hac ar meritou demeus ho coad adorabl. *Amen.*

CLXVIII. MEDITACION.

Var an nombr bian eus ar re zalvet.
Luc. 13. 22-30.

I. Poent.

Ar pez a so ret da ober evit beza eus an nombr-se.

„ Ha Jesus a yê dre ar c'hæriou hac ar „ vilajennou, oc'h instrui hac oc'h avanç „ etreze Jerusalem, hac unan benac a ras ar „ goulen-màn outàn : hac én a vezo nebeut „ a dud salvet? Jesus a respontas : grit oc'h „ effort evit antren dre an nor stris; rac me „ en disclêry deoc'h, calz a glasqo antren, „ ha ne allint qet. „

1. An nor stris-se eo ar Feiz ha Lezen an Aviel. Evit tremen dreizi e renqer humilia ar speret, izelîât an orgouill, contraign an humor, ar goal inclinacionou; e ranqomp renonç da bep affeccion ous an traou terrien hac ouzomp hon-unan, evit carout Doue hepqen ha pratiqa e lezen zantel. Ober a reompni hor possubl evit antren dre an nor-se?

2. Ret eo ober efforchou courajus ha cun-

tinuel, enep d'an drouc-speret peini a glasq pellât ac'hanomp dious an nor-se, o troubli hor feiz, òc'h alumi hor passionou, o prometi deomp madou, henoriou ha plijadurezou, o represanti deomp an Aviel evel re dies pe impossubl da bratiqa. Efforchou enep d'ar bed peini a bropos deomp un doctrin êzet hac ampoezonet; efforchou enep deomp honunan enep d'ar revolt ous ar c'hig, enep d'hon lachete. Mar deo stris an hent, ar garantez en ledannao, en rento êzet; an termen eo al liberte eternel.

3. Piou a glasqo antren ha ne antreint qet? Da guenta ar re n'o deus qet ar feiz, evel ar bayanet hac ar judevien; d'an eil ar re a so ermès an Ilis, evel ar schismatiqet hac an heritiqet; erfin ar gatholiqet fal, pere a brètant accordi ar bed gant an Aviel, contanti o fassionou hep terri al lezen, beza guech d'ar bed, guech d'an Otrou-Doue; a bere ar vuez a so ur chenchamant cuntinuel a binijen hac a adfeill, a zevocion hac a grim; pe erfin a c'hort oz evit antren ebars enhent stris, qen ne allint muy qerzat en hent ledan. Tromplerezou grossier en pere e coëz gouscoude qement a dud!

II. Poent.

Evit petra ne vezor qet eus an nombr-se?

Pa vezo antreet an tad a famill, pa en devezo serret an nor, hac o veza c'houi ermes; p'en em laqfot da zqéy, en ur lavarat: Otrou, Otrou, digorit deomp; e responto deoc'h: noc'h hanaveàn qet, ne oun qet a belec'h e zoc'h. Neuze e comançfot da lavarat: débret hac evet hon eus en ho prezanç, prezeguet oc'h eus ebars en hor plaçou publiq. Neuze e lavaro: n'oc'h hanaveàn qet, ne oun qet a belec'h e zoc'h; en em retirit diouzin, c'houi ol pere a ra œuvrou a fallentez. Cetu aze ar re ne vezint qet salvet: ar re n'o devezo qet observet Lezen an Otrou-Doue, ar re o devezo grêt œuvrou fal. Meditomp, crenomp, en em gorijomp, greomp pinijen.

III. Poent.

Dizesper ar re ne vezint qet salvet.

1. *Eno e vezo daërou ha grincerezou dent, pa velfot Abraham, Isaac ha Jacob gant an ol Brofetet ebars en Rouantelez Doue, ha c'houi en em gavo condaonet da chom ermès.* Ar judevien a velo o rën ebars en ên Abraham,

Isaac ha Jacob, an ol Brofetet; hac int a vezo ermès, abalamour n'o devezo qet credet en Mab Abraham, prometet d'ar Batriarchet, anoncet gant ar Brofetet evel Mab Doué, evel Doue gancomp, ar Messi, Salver ar bed. An heritiqet a velo o rën ebars en ên Per, Paul hac an Ebestel al; hac int a vezo ermès, evit beza en em zeparet dious heritouried lejitim an Ebestel. Ar Gatholiqet fal a velo o rën ebars en ên ar Zent pere a so bet o fatronet; hac int a vezo ermès abalamour n'o devezo qet imitet o exemplou. Pebes glac'har, pebes fulor, pebes dizesper!

2. *Dont a ray demeus an Oriant hac an Occidant, dious an Nord hac ar C'hreis-De, pere o devezo plaç ebars er Banqet en Rouantelez Doue.* Ar Judevien a velo ar Jentilez, pere ne hanaveent na Moyses nac ar Brofeter, hac o devezo hanaveet ar Messi, Jesus, Mab Doue; o guelet a rint o tont en foul demeus ar peder boreiou eus ar bed, evit caout lod er Banqet eternel ebars en Rouantelez Doue. An heritiqet a velo an nacionou zovach pere a vezo antreet ebars er guir Ilis, a beini e zint-y sortiet. Ar gatholiqet fal a velo tud neve gonvertiset; ar veleyen a velo tud liq; ar relijiuset

tud eus ar bed ; an dud pinvidiq peorien ; ar rouane o zujedi, ar mestrou o domestiqet azeet ebars er banqet celestiel, hac int o-unan condaonet da chom ermès. Pebes glac'har, pebes fulor, pebes dizesper !

3. *Neuse e vezo guelet ar re a oa diveza o veza ar c'henta, hac ar re a oa ar c'henta o veza an diveza.* O chenchamant terrubl ! Ne fiomp eta na var hon renq, na var hon disqamant, na var an avantajou eus hon stad, na var ar graçou hon eus recevet. Ma ne reomp qet effort evit antren dre an nor stris, ma ne servichomp qet an Otrou-Doue gant ferveur, e velimp marteze ar pec'her-se convertisset un deiz, ar personach dister-se, mes muyoc'h fervant eguedomp, o guelimp marteze er c'henta renq, recevet ebars en ên, ha ni en diveza renq, strinqet ebars en ifern, livret da un dizesper eternel.

Distroit divarnòn, ô va Doue, ur maleur qer bras ! Hanaout a ràn ho mizericord ; avertissa a rit ac'hanòn demeus a rigor ho chujamanchou, evit m'en em zispozìn da gaout ur sètanç favorabl. O Jesus, detesti a ràn va fallagriez, ha gant ar zicour demeus ho craç, peini a c'houlennàn a greis va c'halon, e fel

din en em appliqa da viret ho lezen zantel gant qement a fidelite, ma vezìn hanaveet ganeoc'h, pa deuyo ar maro da ober din parissa dirazoc'h. *Amen.*

CLXIX. MEDITACION.

Respont Jesus d'ar Pharisianet pere a felle dezo er sponta, evit ober dezàn sortial eus a C'halilee. Luc. 13. 31-35.

I. Poent.

Fermete Jesus.

„ En deiz-se memes certen Pharisianet a „ deuas da lavarat dezàn : it, en em dennit „ ac'han, rac Herodes en eus formet an des- „ seign d'ho laqat d'ar maro ; hac e respontas : „ it da lavarat d'al louarn-se penos em eus „ c'hoas da chasseal an drouc-sperejou, da renta „ ar yec'hed d'an dud clàn hirio ha varc'hoas, „ hac an drivet deiz e zòn peur-êchuet ; gous- „ coude e zeo ret ma cuntinufen da guerzat „ hirio ha varc'hoas hac an deiz varlerc'h : „ rac arabat eo e ve laqet ur Profet d'ar maro „ e lec'h-al nemet en Jerusalem. „

1. Fermete Jesus ebars er portret a ra demeus

a Herodes. En compараji a ra ous al louarn peini dre natur a so douguet d'ar finesse, abalamour m'en em gundue en pep tra dre interest. Evelse e sel ar Barner Souveren ar Rouane pere ne c'houarnont qet hervez ar Relijion hac ar justiç. Evelse e sel ebars en ol gondicionou qement a dud pere a gav e zeo un henor evite beza fin evit o frofit, ha pere en em gred fur mar deuont a benn eus o desseignou, n'en eus fors dre beseurt moyen.

2. Fermete Jesus o cuntinui e fonccionou. Caer a so en gourdrous demeus a zesseign Herodes, ne zortio a C'halilee nemet ebars en amzer en eus merqet e-unan, hac hepqen abars tri deiz. Apparanç a so penos dre an tri deiz-se Jesus a entente ar fin demeus e vuez; mes an drede deiz a zinifi nonpas e varo, mes e Resurreccion, dre beini e zeo bet consomet, hac e zeo bet ar peur-oberer demeus hor feiz. O furnez eternel, evelse e rentit inutil desseignou an dud, hac ec'h accomplissit ar pez oc'h eus resolvet ebars en ho misericord. Evelse ne zoujàn netra me va-unan, persuadet penos ne êruo netra ganén nemet dre urz ho Providanç, hac evit va brassa avantach.

3. Fermete Jesus evit mont da Jerusalem.

Ebars er guær infidel-se e voa bet imolet ar Brofetet; Jesus a dleye mervel eno evit difen ar virione hac ar justiç. O Jesus, peguer bras oc'h, peguer fur, peguer mad, peguer jenerus! Ar maro, a beini e c'hourdrouzer ac'hanoc'h a bep tu, ne ra deoc'h na dale na pressi ho camejou. Netra ne spont ac'hanoc'h, nonpas abalamour mac'h allit evita ar maro, mes abalamour ma fel deoc'h mervel evidomp. Petra a el da zouja an hini ne fel dezàn nemet mervel evidoc'h!

II. Poent.

Jesus en eus truez ous Jerusalem.

1. Abalamour d'he c'hrimou. *Jerusalem, Jerusalem, peini a laqa d'ar maro ar Brofetet, hac a vassacr ar re a so cacet did.* Jerusalem he devoa dija scuillet goad calz a Brofetet; prest e voa da scuilla goad ar Messi, ha goude hini e Ebestel hac e Zisqibien. Pebes maleur evit ur guær en peini e rën un hevelep cassoni, hac a beguement a grimou n'en em zouill-hi qet! Deploromp ar pec'hejou a bere en em zouillomp hon-unan. Hac a inspiracionou, a avertissamanchou, a remorzou ne vougomp-ni qet evit contanti hor passionou!

2. Abalamour d'ar graçou a bere ec'h abus.

Pet guech em eus deurveet destum da vugale, evel ma testum ul lapous e re vunut dindan e ziouesqel, ha nec'h eus qet deurveet. Peguer nebeut e hanaveomp hon interest pa refusomp en em laqat dindan diouesqel Jesus! Eno e jouisfemp demeus ur peoc'h parfet, hep risq abeurs ar bed hac an drouc-speret, e velfemp ar maro hep troublien ha memes gant joa. Ermès ac'hane, e zomp tourmantet gant ar remorzou, e ra hon adversourien o freiz ac'hanomp, ne zonjomp er maro nemet gant spont, ha marteze n'er guelimp o tostât nemet gant dizesper.

3. Abalamour d'he reprobacion. An arêt a reprobacion a gompren justificacion an Otrou-Doue ha condaonacion ar pec'her. Me em eus deurveet, pet guech, epad peguement a amzer, dre beguement a voyenou? Te nec'h eus qet deurveet: cetu aze justificacion an Otrou-Doue. Ar pez a ra condaonacion ar pec'her, eo ma tle lavarat dezàn e-unan: Doue en eus deurveet va frezervi dious an ifern, en eus deurveet rêy dìn e Varados, ha petra n'en eus-àn qet grêt evit-se? Ha me n'em eus qet deurveet! O sonjezon cruelloc'h eguet tân an ifern memes! Guelomp bremàn ha ni hon eus ar volonte d'en em zovetât, ha peseurt bolonte.

III. Poent.

Jesus a c'hourdrouz Jerusalem.

1. Evit ar vuez-màn. *Tostât a ra an amzer en peini ho tî a vezo abandonet hac e chomo dezert.* An Templ-se a vezo distrujet; Doue en abandono hac a lamo diganeoc'h e Relijion. Ho tiez a vezo discaret, hac ho qær rentet evel un dezert. Honnes eo ar venjanç en eus tennet hac a denn c'hoas an Otrou-Doue demeus a Jerusalem, evit beza scuillet goad ar Messi: evelse e punis c'hoas infidelite, pe un nacion antier, o lemel diganti an donezon demeus ar feiz, pe un ene en particulier, ous he friva demeus ar graçou special a bere he deus abuset.

2. Evit ar vuez da zont. *Mes me lavar deoc'h penos n'em guelfot muy qen a deuyo an deiz en peini e lavarfot din: beniguet ra vezo an hini a deu en hano an Otrou.* Evel pa lavarje: caer oc'h eus va dishanaout, blasfêmi em enep, hac ober dìn mervel; dont a ray un deiz en peini em guelfot ebars en gloar va Zad, e vezot forcet d'am hanaout, ha da lavarat: cetu aze an hini a voa deut en hano an Otrou evit hor zovetât, hac a deu hirio en hano e Dad, hac en e hano e-unan evit hor barn

hac hor c'hondaon. Ia, dont a ray an deiz bras en peini an infidelet, ar Judevien, ar bec'herien a vezo forcet da renta homach d'an hini o devezo outrajet.

3. *Biniguet ra vezo an hini a deu en hano an Otrou.* Ar c'homzou-ze a so tennet demeus ar psalm en peini David a gomze eus ar Messi, hac a rente graçou evit e zonidiguez. Prononcet e voent ebars er meulodiou a roas ar bobl da Jesus pa antreas triomphant en Jerusalem. Jesus o adres amàn d'ar Pharisianet a C'halilee, o adressas d'ar Pharisianet a Jerusalem goude an deiz demeus e driomph, evit ober dezo douja an deiz demeus e eil donidiguez. Erfin an Ilis o recit ebars er sacrifiç adorabl demeus an ofern. Recitomp-e alies ni hon-unan gant an ol devocion a beini e zomp capabl.

Ah! biniguet ra vezo an hini a deu en hano an Otrou! Gloar dezàn ebars en huella demeus an ênvou! Bezit biniguet da james, ô va Jesus, da veza deut var an douar evit hor zovetât, da zont c'hoas var an Oter evit hor mezur hac hor zantifia. Pa ne allàn ho meuli hep-ces var an douar, ha cuntinui d'en ober goude an deiz terrubl-se en peini e teufot d'or barn. *Amen.*

CLXX. MEDITACION.

Respont Jesus d'e Guerent, pere en angach da vont da Jerusalem. Yan. 7. 1-13.

I. Poent.

Ar broposicion a ra Qerent Jesus dezàn en Galilee.

1. „ Abaoue neuze Jesus a yê dreol dre „ C'halilee, rac ne felle qet dezàn mont da „ Judee, abalamour ar Judevien a glasqe en „ laqat d'ar maro. „ O Jesus, pebes persecucion a zao a bep tu enep deoc'h! Ne rit nemet madelezou en pep lec'h, hac en pep lec'h ne gomzer nemet da ober deoc'h mervel. Ministret ha Disqibien Jesus, ha c'houi a el, goude-se, en em glêm demeus ar bersecucionou a rancontrit qen alies ebars en exerciç demeus ho fonccionou?

2. *Mes goël an Tabernaclou, peini a so ur goël eus ar Judevien, a voa tost.* Ar goël-se a voa bet instituet en mémor demeus an dantennou dindan pere ar Judevien a voa bet lojet epad daou-uguent vloaz ebars en dezert, hac evit trugarecât Doue da veza roet dezo

tiez ebars en douar prometet. N'en omp ebars er bed-màn nemet evel en un dezert en peini e zomp lojet dindan tantennou pere n'en int na stabl, na padus. Deziromp hep-ces ar guir Douar prometet, ar Guær zantel, ar Jerusalem celestiel, en peini hon demeuranç a vezo assur hac eternel.

2. *E vreudeur a lavaras dezàn : quittait ar vro-màn hac it en Judee, evit ma vezo ive an Disqibien oc'h eus eno testou demeus an œuvrou a rit. En effet den ne labour en secret pa fel dezàn beza hanaveet en publiq; pa rit an traou-se, perac n'en em roit-u qet da hanaout d'ar bed? Rac e vreudeur memes ne gredent qet ennàn.* N'er zellent qet evel Mab Doue hac ar Messi prometet. Ar guerent a so alies an nebeuta disposet da hanaout donezonou an Otrou-Doue; beza e zint alies an danjerussa adversourien ebars en affer ar zilvidiguez. Petra benac ne grede qet qerent Jesus e vije ar Messi, e tezirent e teuje gante, evit ma vijent consideret abalamour d'e viraclou. Ar re o deus an nebeuta a feiz, n'en int qet an nebeuta attantif o profita evit o ambicion hac o interest, demeus a zonezonou an Otrou-Doue, da bere ne gredont qet. Ne aller qet nemeur doueti

ne voa ar Pharisianet o devoa inspiret da guerent Jesus ar broposicion a rent dezàn da zortial eus a C'halilee ha da antren en Judee; rac hànval eo ous an hini o devoa grêt dezàn int o-unan. Ar re o deus collet ar feiz, a voassa muyoc'h-muy an eil gant eguile, hac ar re simpla a so ordinal tromplet gant ar re vechanta. O Jesus, ha me a gred erfat ennoc'h? Ma er grajen, ha me en em gomportfe evel m'en em gomportàn? Ha me a gomzfe evel ma comzàn? Ha me a rofe an aliou a roàn? Ha me a bedfe evel ma pedàn?

II. Poent.

Ar respont a ra Jesus d'e guerent.

1. *Mes Jesus a lavaras dezo : va amzer n'en eo qet deut c'hoas, mes oc'h hini a so bepret prest.* Ar memes tra en evoa respontet d'ar Pharisianet, o lavarat penos e fonccionou en dalc'hje c'hoas tri deiz. Ar re ne heuillont nemet o bolonte o-unan, a so bepret prest da ober ar pez a brocur dezo un henor, ur blijadur pe ur profit benac; an hini a heuill bolonte Doue, ne guitta james e zever na dre gomplesanç evit ar real, nac evit en em gontanti e-unan. Depandanç eurus peini a laqa an ene ebars en

ur guir liberte, a rent ar vuez santel, leun a œuvrou mad, a vertuziou, a veritou.

2. *Ar bed ne el qet caout cassoni ouzoc'h, mes ouzòn en eus cassoni, abalamour ma rentàn en e enep an desteni-màn : penos e zeo fal e oberou.* Cetu aze c'hoas perac hirio ar bed en eus cassoni ous ar guir Gristenien hac ous an dud Apostoliq pere en em acquit demeus o dever. Cassoni glorius peini a ra hor c'honsolacion. Mes ar bed o veza disposet evelse en hor c'hever, perac e clasqfemp-ni ar bed, perac e souhetfemp-ni e garantez, e estim, e faveuriou ? Ar re ous pere ar bed ne al qet caout cassoni, eo ar re n'o deus qet, pe en em gomport evel pa n'o defe qet a feiz. Ur maleur eo beza caret gant ar bed, hac ur maleur seul-vrassoc'h, ma rêr effort evit conservi ur faveur peini a ra hor c'hondaonacion.

3. *It c'houi d'ar goël-se; evidòn-me, n'en èn qet en deiz-màn, abalamour va amzer n'en eo qet c'hoas accomplisset.* Jesus a gomz d'e guerent demeus ar solemnite evit peini e yent da Jerusalem, abalamour ma voa ebars en deiz-se e tleye e adversourien exerci varnezàn o c'hassoni. Mes e amzer evit mervel n'en eo qet êru c'hoas, e vission en Galilee n'en eo qet

êchu

êchu c'hoas, n'e yei qet d'ar goël-se evit an deiz qenta demeus ar solemnite. Ar Pharisianet ne allont muy doueti ne hanav Jesus o c'homplodou, ha penos evit ar vech-màn da viana ne allint qet er sacrifia. Evidomp, adoromp e furnez infinit, hac hanavomp penos e garantez hepqen en livro un deiz entre o daouarn evit souffr ar maro cruel a breparont dezàn.

III. Poent.

Jesus ne màn qet en Jerusalem en deiz qenta eus ar goël; ar pez a lavarer anezàn.

1. *Goudè beza comzet evelse, Jesus a chomas en Galilee. Mes pa voe partiet e vreudeur, eyas ive e-unan d'ar goël, nonpas publiqamant, mes evel pa en devije deurveet en em guza. Ar Judevien eta er c'hlasqe deiz ar goël, hac a lavare : Pelec'h e màn? Hac e comzet calz anezàn etouez ar bobl, rac darn a lavare : un den mad eo. Real a lavare : n'eo qet, pa drompl ar bobl.* Evelse e comzet a Jesus, hac evelse e vezo comzet demeus e Zisqibien bete fin ar bed. Ar re o deus ur galon eün, ar re n'en int dallet na dre o fassionou e-unan, na dre bassionou ar real, a hanav êzet ar virione. Eurus, mar o deus ar gourach hac ar gonstanç da zerc'hel mad dezi !

2. *Etouez ar real, den ne grede comz en ur féçon hanat evitàn, gant aon rac ar Judevien.* Ar re a attaq ar Feiz, ar Relijion, ar vertu, a gomz gant liberte. Ar re a so en tu ar virione hac a dlefe souten o breudeur, o deus aon rac ar bed, alies bete manqout d'an deveriou demeus ar Relijion. Maleur d'ar re dirac pere ne greder qet en em disclêrya Christenien; maleur d'ar re ne anzavont qet J.-C. !

O Jesus, soutenit ho Tisqibien, soutenit ac'hanòn va-unan, evit ne deuyo birviqen ar bed da ober dìn ancouât ar pez a dleàn deoc'h. *Amen.*

CLXXI MEDITACION.

Jesus a baris en eil Goël demeus an Tabernaclou. Yan. 7. 14-24.

I. Poent.

Jesus a respont d'ar bobl souezet eus e Zoctrin.

1. „ Mes evel ma voat dija ebars en deiz „ a greis ar goël, Jesus a bignas d'an Templ, en „ pelec'h en em laqas da instrui. Hac ar Ju„ devien o veza souezet, a lavare : penos e

„ oar an den-se ar Scritur, pa n'en eus-hi qet „ studiet ? Jesus a lavaras dezo : va Doctrin „ n'en eo qet ac'hanòn, mes eus an hini en „ eus va digacet. „ Cetu aze petra a dleer da respont d'ar re a gomz eus ar feiz, pe dre souez evel ar Judevien, pe dre zisprisanç evel ma ra ar Philosophet. An Doctrin Gristen ha Catholiq n'eo qet bet invantet gant an dud; beza e zeo labour an hini en eus crouet ar bed, hac a so incomprenabl ebars er Relijion en eus roet, evel ebars en traou en eus crouet. Pebes boneur evidomp hanaout an Doctrin-se !

2. *Marfel da unan benac ober bolonte va Zad, hennez a hanaveo hac èn a so va Doctrin hini va Zad, pe me a gomz ac'hanòn va-unan.* N'en eo qet o tisput, nac o clasq compren ar pez a so dreist deomp, ec'h aller hanaout an Doctrin celestiel-se. Beza a so ur voyen sur hac êzet, pratiqa Lezen an Otrou-Doue. Neuze en em zissip an devalijen, hac e veler sclêr ar virione. Demeus ar galon, ha nonpas demeus ar speret e teu an direlijion, an heresi hac ar schism.

3. *An hini a gomz anezàn e-unan, a glasq e c'hloar propr; mes an hini a glasq gloar an hini en eus-àn digacet, a so dign a feiz, ha*

n'en eus qet a dromplerez ennan. Naturel eo en em zisfiout demeus an hini a anonç ar pez en eus dizoloet e-unan. An dezir da gaout e c'hloar ebars er pez a avanç, a el en trompla. Mes J.-C. ne felle dezàn tenna nep gloar demeus e Zoctrin; hanaout a rê penos ec'h apparchante en antier ous an hini en devoa en digacet; ne allet eta na soupçoni ennàn nep tromplerez. Mes ouspen e prouve e vission dre viraclou pere ne allent caout nemet Doue evit princip. En em fermaomp eta muyoc'h-muy ebars er virione a zisq deomp ar feiz Gristen ha Catholiq.

II. Poent.

Jesus a rebech d'ar Judevien penos o deus desseign d'en laqat d'ar maro.

1. *Moyses n'en eus-àn qet roet ul Lezen deoc'h? Ha gouscoude hini ac'hanoc'h n'he observ. Rac perac e clasqit-u va laqat d'ar maro?* Pel dious observi al Lezen en eus roet Moyses deoc'h, e rit ar c'hontrol d'ar pez a ordren. E Lezen a gomand difen ar re inoçant, hac elec'h difen ac'hanòn, me da beini ne allit tamal netra, e clasqit ar voyen da lemel ar vuez diganèn... Ne veritomp-ni qet hon-unan arrebech-se demeus hor Zalver? Ne guemerompni qet occasion demeus al Lezen, da varn ha da

gondaon ar gundu alies divlam eus hon nessa? N'en omp-ni qet injust aoüalc'h evit dezirout droug d'or breudeur, evit en em rejouissa demeus ar boan a êrù gante, evel pa ne vije qet difennet qementse dre al Lezen.

2. *Ar bobl a respontas : possedet oc'h gant an drouc-speret; piou a glasq ober deoc'h mervel?* Apparanç vras so penos ar respont-se a voe grêt gant ar re en em zante coupabl, hac ar borcion demeus ar bobl dija tromplet, hac antreet ebars en complod ar re a glasqe laqat Jesus d'ar maro. Custum ar re vechant, pa ve hanaveet o desseignou criminel, eo en em guemer ous ar re o hanav, carga anezo a injuriou, ober dezo ur c'hrim demeus o anaoudeguez memes ha demeus o c'hlêmou. Dre an artifiç-se, enemiet J.-C. a deuas a ben gant an amzer da drêy enep dezàn cassoni ar bobl peini a vije coezet varnezo o-unan, ma n'o dije qet dallet ar bobl-se o terc'hel da accusi Jesus gant qement a zivergontis. Jesus a hanavee tout, a souffras an outrach hac a guntinuas da instrui ar bobl. O caera exemplou evidomp!

*

III. Poent.

Jesus en em justifi var ar vellaen demeus ar Paralitiq deiz ar Sabbat.

1. *Jesus a respontas dezo : Grét em eus en ho touez ur vellaen a beini e zoc'h ol souezet : gouscoude abalamour Moyses en eus ordrenet deoc'h ar Circoncision, petra benac ma teu digant ar Batriarchet ha nonpas digant Moyses, e roit ar Circoncision deiz ar Sabbat memes. Mar gal un den receo ar Circoncision deiz ar Sabbat, hep ma ve torret al Lezen, perac e fachit-u ouzin, abalamour m'em eus guellét deiz ar Sabbat un den clàn en e gorf en antier?* Da lavarat eo, muy e torrit ar repos demeus ar Sabbat o rêy ar Circoncision, eguet n'em eus me grêt o lavarat ur gomz dre beini em eus guellêt ar paralitiq. Lezen ar Circoncision a so respectabl, mes lezen ar garantez a so respectaploc'h c'hoas. N'en eus eta netra muyoc'h injust eguet ar rebech a rit din.

2. *Ne varnit qet hervez an apparanç, mes barnit hervez ar justic.* Ar pez a lavarer hac en a so resonabl, prouvet, credabl memes, n'eo qet se a examiner. Mes piou en eus lavaret an dra-se, penos e zeo bet lavaret hac enep

da biou; cetu aze petra a zeller. Hor c'hassoni, hor zantimanchou fos, hor jalousi; cetu aze dious petra e varnomp, ar pez a ra deomp coeza en mil pec'het, nonpas hepqen enep d'ar garantez, mes c'hoas enep d'ar feiz.

Grit, ô va Doue, ma corrijin va jujamanchou, ne zellin muy dious an apparanç, mes ma heuillin ar justiç. Pe mar bezàn va-unan an objet demeus a jujamanchou fos, grit m'en em gonsolin ganeoc'h, va Zalver, c'houi peini oc'h eus deurveet beza ar victim anezo, evit servichout deomp da exempl. Grit din hanaout, credi ha pratiqa an Doctrin oc'h eus recevet digant ho Tad, a broposit din dre oc'h Ilis, hac a dle va unissa ganeoc'h. *Amen.*

CLXXII. MEDITACION.

Fin demeus ar pez a dremen ebars en Templ, da Voël an Tabernaclou. Yan. 7. 25-36.

1. „ Neuze ur re benac a Jerusalem a go-„ mançàs da lavarat : ha n'en eo qet hennes „ a glasqont evit en laqat d'ar maro? „ Gouzout a rêt eta en Jerusalem penos Cheffou ar Sinagog hac ar re a oa demeus o c'homplod, a glasqe Jesus evit en laqat d'ar maro.

Jesus eta ne voa nac injust, na possedet gant an drouc-speret, pa rebeche dezo o desseign. *Ha gouscoude cetu-àn o comz dirac an ol, hep ma lavaront netra dezàn. Ha n'o defe qet ar Cheffou demeus an Nacion hanaveet penos e zeo veritablamant ar C'hrist?* Ah! ne voa qet honnes ar rêzon demeus o zilanç? mes ne gredont qet en presanç ur bobl peini ne oa qet dallet c'hoas, parissa dirac Jesus goude beza bet qen alies dizoloet hac humiliet gantàn. Fenna brujou fos, clasq occasionou d'en arrêti evit en caout en o fouvoar, cetu aze ar voyenou a implijent, hac a implich c'hoas hirio adversourien e Ilis. Dioüallomp n'en em lesfemp da veza cunduet dre ar seurt mestrou-se. *Rac gouzout a reomp a belec'h e zeo hemàn, hac ar C'hrist, pa deuyo, den ne vouyo a belec'h e zeo.* Den ne alle espliqa jeneracion ar C'hrist evel Doue; mes e jeneracion evel Den a dleye beza hanaveet, pa dleye, hervez ar Brofetet, beza Mab da Abraham, demeus a dribu Juda, demeus a famill David, ha guenel en Bethleem. Evit entent erfat ar Scritur, e renqer consulti hac hemill jujamant an Ilis.

2. *Jesus gouscoude a guntinue d'o instrui,*

hac a grie a voez huel ebars en Templ: va hanaout a rit, hac ec'h ouzoc'h, emezoc'h-u, a belec'h e zòn. N'en òn qet deut ac'hanòn va-unan; mes an hini en eus va digacet, a so guirion, ha c'houi n'en hanaveit qet. Doue ar virione eternel en eus prometet d'ar bed ur Zalver; ar Zalver-ze en eus prouvet e Zivinite dre e viraclou, en eus cacet e Ebestel, ha prometet dezo e vije gante bete fin ar bed: qement a bropos deomp an Ilis da gredi, a so eta dre J.-C. guirione an Otrou-Doue memes. Sur e zomp eta demeus hor feiz; mes ha ni a so prest, evel hon tadou, da vervel eviti? *Evidòn, me en hanav, abalamour ma zòn eus anezàn.* J.-C. en qement ha Doue, a so an eil Ferson eus an Drindet-Santel, produet gant an Tad dre an ententamant, guir Doue a vouir Doue. Ar jeneracion-se n'en eo hanaveet nemet gant J.-C. *Ha me en hanav, abalamour ma zeo én en eus va digacet.* Ar mission-se eo Incarnacion ar Verb, J.-C. eo ar Verb incarnet, guir Doue ha guir Den, en ur Personach hepqeñ, Personach ar Verb. Piou nemedoc'h, ô va Jesus, a alfe disqi deomp ar guirioneou-se? Sevel a rejoc'h ho moez ebars en Templ; savit-hi c'hoas, ma

vezo clêvet gant an ol nacionou, ma teuint ol doc'h adori, d'ho carout ha d'ho servicha.

3. *Clasq a rent eta ar voyen d'en aréti, mes den ne laqas an dorn varnezàn, abalamour ne oa qet deut c'hoas e heur.* Ol enemiet Jesus ne allent netra enep dezàn nemet en qement ha m'en evoa bolonte, hac e volonte a oa soumetet da hini e Dad evit an amzer hac ar fêçon ma tleye mervel. Cetu aze an exempl a dleomp da imita. *Gouscoude, calz eus ar bobl a gredas ennàn, hac a lavare: pa deuyo ar Christ, hac én a ray muy a viraclou eguet ne ra an den-màn?* Ar re-ze a rêsonejust hac a droc'he bêr an ol difficulteou. Ar miraclou a oa ar breuven vras demeus a zivinite J.-C. *Ar Pharisianet a glévas an discoursiou sioul a rê ar bobl anezàn, ha Princet ar Vêleyen a-unan gant ar Pharisianet a gaças goardou evit en em sézissa eus e bersonach.* Jesus peini a hanavee intancion ha demarchou e adversourien, a brofitas demeus an amzer-se evit achap, dre ne felle dezàn na diarben an heur merqet gant e Dad, nac ober miraclou neve evit en em denn a dre daouarn e enemiet. Pebes dallidiguez, pebes fulor demeus ur c'hoste; pebes madelez, pebes douster demeus ur c'hoste-al!

4. *Jesus a lavaras dezo eta: e zòn c'hoas ganeoc'h evit un nebeut amzer, hac e zàn neuze etreze an hini en eus va digacet.* Peguen important eo evidomp profita demeus an nebeut amzer epad peini e màn Jesus ganeomp evel é ver, ha goude peini e vezo hor Barner! Ma comprenfemp peguer bêr eo an amzer-se, ne zifferfemp qet hor c'honversion, n'or be qet a gueuz d'an traoù da bere e zeo ret renonç, ha n'or be qet aon rac ar boan a dle coustout deomp. *Va c'hlasq a refot ha n'em c'hafot qet.* Abaoue ma zeo pignet Jesus en êñ, ar Judevien en eus-àn clasqet, evit distruja e Ilis. En clasq a reont c'hoas evel liberator; mes caer o deus clasq, n'en eus qen liberator nemet an hini o deus crucifiet. N'en eo qet nebeutoc'h vên esperanç ar pec'her peini a felfe dezàn en em zovetât hep douguen e groas ha renonç d'ar pec'het, peini a gonserv betec ar maro an affeccion ous ar c'hrim, hac a bretant caout ur Zalver favorabl en lec'h ur Barner rigorius. Ah! clasqomp Jesus en amzer hac er fêçon ma ellomp en caout; otramant ec'h êruo un amzer en peini n'er c'havimp qet. *Ha ne alfot qet dont e lec'h ma zòn.* Passion Jesus en eus-àn cunduet d'an êñ, en pelec'h e zeo

azeet en tu deo d'e Dad. Eno e vevo hac e reno eternelamant gantàn ar re a vezo marvet en stad a c'hraç; mes ar Judevien hac ar bec'herien maro en stad a bec'het, ne allint birviqen mont d'y. O peguer dezirapl eo ar maro en stad a c'hraç, peguer redoutabl eo ar maro en stad a bec'het! Ha gouscoude an darn-vuya eus an dud ne reont netra evit obteni ur maro en stad a c'hraç, hac a ra hep aon ar pez a gundu d'ar maro ebars er pec'het!

5. *Ar Judevien a lavare entreze : pelec'h e zei eta pa ne alfomp qet en caout?* En lec'h profita demeus ar sclerijen a roe Jesus d'ar Judevien ha douja ar bunicion a bere o gourdrouze, en em occupjont eus a refleccionou hac a c'houlennou inutil. Ne glasqomp ebars en comzou Jesus nemet hon instruccion hor c'honvercion, hor santificacion. *Mont a rei-àn entreze ar re a so disperset etouez an nacionou, instrui a rei-an ar Jentilet?* Nan, Judevien, ne yêlo qet; mes un deiz an Ebestel, pa ne fello qet deoc'h o zelaou, a yêl da bresec d'an nacionou, ha nebeut goude, chasseet demeus ho pro, e zeot c'houi oc'h-unan da ober d'ar memes nacionou hanaout an enormite demeus ho crim hac ho punicion hep fin. *Petra*

a sinifi ar pez en eus lavaret? Va c'hlasq a refot ha n'em c'hafot qet, ha ne alfot qet dont e lec'h ma zòn. An diveza degre a galeder eo pa ne gompren muy ar pec'her netra, ha pa ra goap demeus ar gourdrousou terrubl a bere e tle beza e-unan ar victim eternel.

Preservit ac'hanòn, ô va Doue, dious ar varnidiguez prononcet en avanç enep d'ar Judevien ha d'ar bec'herien dallet hac obstinet. Grit ma profitìn demeus ho mizericord, ma vezìn fidel d'ho craç, ma credìn ho comzou, ha mac'h observìn ho Courc'hemennou. *Am.*

CLXVIII. MEDITACION.

Jesus a adparis ebars en Templ, an diveza Goël eus an Tabernaclou. Yan. 7. 37-39.

1. „ Mes an deiz diveza eus ar Goël, peini „ a oa ar muya solemnel, Jesus ous en em „ derc'hel en e za, a lavare a voez huel : mar „ en eus unan benac sec'hed, deuit da davidòn „ hac efit. „ Petra eo an douar-màn? un dezert sec'h ha dêvet, a beini an ol habitantet a so tourmantet gant ur zec'hed cruel peini ne el netra da appesi. Guelit peguement a boan hac a fatiq a guemer an dud evit essat terri o

zec'hed. Mes an traou a glasqont, an dour ampoezonet a efont, ne reont nemet cresqi o zec'hed, e lec'h o zoulaji. Ah! nemet re n'em eus eprouvet qementse me va-unan. Retorn eta, ô va ene, retorn da gaout Jesus; én eo ar zourcen bepret leun a zour beo, peini a el nonpas hepqen appesi da dourmant, mes c'hoas carga ac'hanout a zeliçou. Ia, an union gant J.-C., an orêzon, ar freqantacion eus ar Sacramanchou, eo ar voyenou dre bere hepqen ec'h allomp beza rassaziet ha caout ar guir voneur. Perac eta n'en em rentompt-ni qet d'an invitacion a Jesus?

2. *Sortial a ray, hervez ma comz ar Scritur, rivierou à zour beo eus a galon an hini a gred ennòn.* Dre ar feiz e zer da gaout J.-C. Seul-greoc'h eo ar feiz, seul-vuy e tostaer outàn, ha dious ma timinu ar feiz, e pellaer. Ar re a dosta outàn gant ur feiz beo hac ur zec'hed ardant demeus o zilvidiguez, a so rassaziet gant qement a abondanç, ma teuont int o-unan evit ar real ur zourcen a c'hraçou hac a edificacion. Cetu petra a so bet guelet ebars er Zent; cetu petra a velér c'hoas ebars en eneou fervant a bere an ol gomzou a brodu ebars er re o c'hlêo frouez a gonversion, a zantificacion. Perac n'en omp-ni qet eus an niver-se?

3. *Mes entent a rê qementse demeus ar speret a dleye ar re a gredje ennàn da receo; rac ar Speret-Santel ne oa qet bet roet c'hoas.* Ar re a grede en J.-C., a recevas ar Speret-Santel deiz ar Pantecost. Ni en receo en ur fêçon particulier en Sacramant ar Gonfirmacion; ar pez ne ampech qet n'en recevomp ive ebars er Vadiziant hac er Zacramanchou al. Qement a rêr ebars en Ilis a vé grêt dre operacion ar Speret-Santel. Pa lavarer penos ne oa qet bet roet c'hoas ar Speret-Santel, qementse a zinifi penos ne voa qet bet roet gant ar signou sansibl demeus e bersonach divin, na gant an abondanç a sclêrijen hac a nerz peini a ra miraclou, a zisq pep guirione, a chench en un instant an dud en tud neve. Ar Speret-Santel n'en em ro muy dindan ar signou sansibl, mes en em rêy a ra gant ar memes graçou, mar bezomp disposet mad d'en receo. Ah! peguer coupabl omp, ma n'en recevomp qet, ma n'er c'honservomp qet, ma n'en em santifiomp qet dre e c'hraçou!

4. *Ar speret ne voa qet bet roet c'hoas, abalamour J.-C. ne voa qet c'hoas glorifiet.* J.-C. en peini n'en eus nemet ur personach, peini eo an eil ferson eus an Drindet-Santel, en eus gouscoude diou natur, Dre e natur divin

e zeo gant an Tad ar princip peini a brodu ar Speret-Santel; dre e natur humen e zeo hor Chef, hon Redemptor, ha dre e varo en eus pêet evit hor pec'hejou, en eus meritet deomp donesonou ar Speret-Santel; ret e oa eta ma vije accomplisset pep tra, ha ma vije hervez e humanite ebars en gloar e Dad evit digaç en ur fêçon solemnel e speret hac en rêy d'e ol vemprou.

O va Doue, peguen admirabl eo oc'h œuvrou! Me oc'h ador, ô Tad ol-c'halloudus, peini oc'h eus grêt evidomp qement a vurzudou. Me oc'h ador, ô Mab infinit en mizericord, peini oc'h eus souffret evidomp, ha meritet deomp faveuriou qer bras! Me oc'h ador, Speret-Santel, peini oc'h eus comancet ha peur-êchuet qer bras Misteriou! O Drindet sacr, bezit da james beniguet ha meulet gant an ol grouadurien. *Am.*

CLXXIV. MEDITACION.

Santimanchou ar Bobl goude Discours Jesus, an diveza Goël eus an Tabernaclou. Yan. 7. 40-44.

1. „ CALZ a douez ar bobl o veza clêvet „ ar c'homzou-se, a lavare : an den-se a so „ en guirione ur Profet. „ Ne lavarent qet aoüalc'h.

aoüalc'h. Evelse e zeus c'hoas tud pere n'o deus demeus à J.-C. hac e Ilis, nemet un anter-idé, ur feiz à educacion hac a vro, ur feiz peini n'en eo na ferm nac antier. Mes ar guir feiz ne el qet beza douetus nà partajet. J.-C. en eus lavaret ha prouvet e voa Mab da Zoue; prometet en eus d'e Ilis penos he asitje bete fin ar bed; bezomp ennàn eta ur feiz barfet, ur feiz leun a respet, a gonfiançz hac a garantez.

2. *Real a lavare : én eo ar C'hrist.* Ar re-màn o devoa rêzon. O comparaji discoursiou J.-C. gant e accionou, e Zoctrin gant e viraclou, tud pere ne zelaouent nac ompinionou fos, nac interest, na goal inclinacion ebet, ne allent qét miret da hanaout J.-C. evit ar C'hrist, ar Messi prometet; hac ar memes jujamant a zougo piou benac a ray ar memes refleccionou gant ar memes disposicion. Ia, ô Jesus, c'houi eo ar C'hrist, Mab Doue, en credi a ràn.

3. *Certen re a lavare : ar C'hrist hac én a el dont a C'halilee? Ha ne lavar qet ar Scritur penos ar C'hrist a dle sortial a famill David, hac eus ar guær vian a Vethleem, a beini e voa David?* Ar re-màn a gombate ar feiz dre rêzoniou fos ha dre ar Scritur peini ne ententent

qet erfat. Jesus concevet en Nazareth, qær a C'halilee, a voe ganet en Bethleem, qær David ebars en Judee, hac a ras e zemeuranç er memes qær a Nazareth, en peini e voa bet concevet. Evelse e qaver hep an distera difficulte an accomplissamant eus ar pez a anonce ar Scritur.

4. *Beza a voe eta etouez ar bobl differant santimanchou var e zujet.* An humilite a ras da zarn hanaout hep poan ar virione; hac an orgouill a dallas darn al pere ne gavjont nemet an errol.

5. *Hac ur re benac anezo o devoa c'hoant d'en arêti; mes nicun gouscoude ne laqas an dorn varnezàn.* Bet e vije êzet dezo arêti Jesus; mes an amzer merqet gant e Dad ne voa qet deut c'hoas.

Ho torn invisibl, ô va Doue, a arête ar goardou digacet evit en em sezissa demeus a Jesus ho Mab. Ho torn a arêt c'hoas pe a lèz al liberte gant ar re a bersecut oc'h Ilis; dre eno ar bersecucion ne ra nemet cresqi he boneur hac he gloar. Ganén va-unan, ô va Doue, ne êruo netra nemet en amzer hac ar fêçon-ma plijo ganeoc'hen ordren pe en permeti. Grit din caout ar peoc'h ebars en ur soumission antier ha constant. *Amen.*

CLXXV. MEDITACION.

Conseil ar Judevien, an deiz diveza eus a Voël an Tabernaclou. Yan. 7. 45-53.

1. „ AR goardou a retornas eta etreze Princet „ ar Vêleyen hac ar Pharisianet, pere a lavaras „ dezo: Perac n'oc'h eus-àn qet digacet? Res„ pont a rejont: Biscoas den n'en eus comzet „ evel hennes. Ar Brincet eus ar Vêleyen a la„ varas dezo: Ha c'houi a so ive eta tromplet „ oc'h-unan? Ar goardou ne aljont ober qen „ respont da gonseil ar Judevien, nemet lavarat: „ Biscoas den n'en eus comzet evel hennes. „ Mar gras un discours hepqen qement a impression varnezo, peseurt impression ne dle qet ober varnomp an ol discoursiou a so conservet deomp ebars en Aviel? Ar c'honseil a sel an desteni demeus ar goardou evel un dromplerez. Nan, Pharisianet, n'en eo qet ar goardou a so tromplet; heuill a reont ar sclêrijen eus o c'honsianç; credi a reont var rêzoniou sclêr ha patant: c'houi eo a so tromplet ha dallet dre ho cassoni, oc'h anvi, ho venjanç.

2. *Hac én a so hini demeus ar Senatoret hac ar Pharisianet o defe credet ennàn? Rac*

evit ar gomun-se peini ne oar qet petra eo al Lezen, a so tud milliguet. Ar Pharisianet a oppos da desteni ar goardou hac ar re a gred en Jesus, an desteni eus ar re vras ebars er bed, reglen fos, ebars en traou necessser evit ar zilvidiguez; moez an Qtrou-Doue a so bepret êzet da hanaout. An Aviel, cetu aze hon reglen; Doctrin an Ilis, cetu aze hon assuranç... Ar gomun-se, evel pa n'en dije qet ar bobl ar memes Crouer evel ar re vras, evel pa n'en devije qet ar bobl ur rêzon, ur gonscianç evel ar re vras! *Ar gomun-se peini ne hanav qet al Lezen;* nan, ar bobl ne oar qet disput var al Lezen, mes gout a ra he observi; *ar rese a so tud milliguet;* ar Gristenien guenta a so bet sellet hir amzer evel ur bobl ignorant ha milliguet; mes dre ur miracl uniq, ar bol-se en eus soumetet ar re vras, ar re ignorant o deus distromplet ar re zavant, ar beorien o deus persuadet ar re binvidiq. Eurus an hini peini en scol J.-C. a deu humbl, simpl, paour, a deu buguel!

3. *Var-se Nicodem, unan anezo, hac ar memes hini peini a voa bet o caout Jesus en nos, a lavaras dezo: al Lezen hac hi a bermet condaon den ebet, hep beza en clêvet, hac*

hep beza en em informet demeus e accionou? Nicodem en devoa clêvet ar Pharisianet o prononç an hano a Lezen gant o fompad ordinal, o comz a Jesus evel eus a un trompler, oc'h insulti d'ar re a grede ennàn, o lavarat penos ar bobl ne hanavee qet al Lezen, en amzer m'he zorrent int o-unan ebars en ur poent capital, o condaon Jesus hep beza er zelaouet; an attach en devoa evit Jesus hac evit ar justiç en dougas da zifen an inoçant, ha d'en em exposi da gassoni ar re goupabl. En ober a eure gant nerz, mes gant moderacion. Peguement a occasionou a gavomp da exerci ar memes zêl, mes ar garantez evit J.-C. hac ar justiç a vanq deomp.

4. *Respont a rejont dezàn: ha c'houi a so ive Galilean? Lennit ar Scritur, ha disqit penos n'en eus biscoas sortiet Profet a Chalilee. Ha pepini a retornas d'e di.* Oc'h hano, ô Jesus, a so deut da veza un insult, mes insult glorius evit an hini en receo o tifen ho cloar hac oc'h interest.. N'en eus fors a belec'h e zeo Jesus, e tleer beza just en e andret.

Ar Judevien, ô va Doue, goude un deliberacion en peini den ne chenchas a zantimant, a retornas d'o ziez. Goude hon disputou ebars

er bed-màn, e zimp d'an ti demeus hon eternite, en peini e vezo dizoloet pep tra, betec ar rêzoniou secreta pere o deus tromplet ac'hanomp. Grit dìn hanaout ar virione, grit dìn he zouten, he heuill evel ar reglen uniq demeus va c'hundu. *Amen.*

CLXXVI. MEDITACION.

Jujamant an Aoüeltrerez. Yan. 8. 1-11.

1. „ GOUSCOUDE Jesus a yas var mene „ Olivet. Mes qerqent ha goulou-deiz, e retornas „ d'an Templ, en pelec'h en em assamblas „ ar bobl ol en dro dezàn, hac o veza azeet, „ e comanças d'o instrui. Neuze Scribet ha „ Pharisianet a zigaças ur vreg peini a voa bet „ surprenet en aoüeltriach, hac oc'h ober dezi „ chom en he za en creis an assamble, e „ lavarjont dezàn : Mestr, ar vreg-se a so bet „ surprenet en aoüeltriach. Mes Moyses en „ eus ordrenet deomp ebars el Lezen massacri „ an aoüeltrerien. Petra eo eta var-se ho san- „ timant? Hac e lavarent qement-màn ous „ en tenti, evit caout sujet d'en accusi. „ Mes Jesus a voezo confonti e adversourien, hac ober mizericord d'ar benitantez-se.

2. *Mes Jesus o plega, a scrive gant e viz var an douar.* Peseurt sonjezonou a occupe ac'hanoc'h er moment-se, ô va Zalver! Guelet a rec'h maliç oc'h adversourien, hac an ol direizamant eus o buez. Allas! petra a zònjit-u ac'hanòn en mil occasion? Guelet a rit fonç va c'halon, ha qement a dremen ennòn. Peguement e tleàn en em observi va-unan, o sonjal penos e zòn bepret en ho presanç, hac e velit va secreta intancionou!

3. *Evel ma cuntinuent d'en interroji, e savas, hac e lavaras dezo : an hini ac'hanoc'h a so hep pec'het, tolit ar men qenta ganti. Neuse o plega, en em adlaqas da scriva var an douar.* O setanç admirabl ha dign demeus hon ol attancion! Ma vijemp penetret demeus hon indignite, m'on devije bepret dirac hon daoulagad hor pec'hejou, hor zempladurez, ne reprenfemp qet gant qement a c'hoervder, n'en em glêmfemp qet gant qement a aroganç, ne boursuifemp qet ar re goupabl gant qement a rigor. Ur zel varnomp hon-unan a galmfe hor c'halon, a brodufe ennomp an humilite, an douçter, an drugare, ar garantez, a c'honesfe deomp calon an nessa ha calon an Otrou-Doue memes.

4. *Mes p'o devoe en clévet o comz evelse, en em dennjont an eil goude eguile. Ar re gossa a gomançaz ar c'henta, ha Jesus a chomas e-unan gant ar vreg peini a voa e creis an assamble.* Comzou Jesus a oe un tol curun evit ar Scribet hac ar Pharisianet. Pepini a gomançaz d'en em zònjal, hac ol o devoe aon n'en dije Jesus dizoloet secrejou pere ne vijent qet bet henorapl evite. Hor Philosophet pere en em vant qement da veza tud honest, en em gafe meurbet ambarrasset ebars e memes occasion. O va Doue, comz a rit gant madelez ous oc'h adversourien; distrêy a rit ho pisach; ne velont qet ar rigor demeus ho taoulagad, hac e zint sclasset gant ar spont : petra vezo eta pa deuot ebars en ho cloar da zizolo o c'honsianç, ha da brononç an diveza arêt demeus o c'hondaonacion! Pelec'h e tec'hìn-me neuze; pelec'h e cuzìn-me va mez hac en em goarantìn dious ar bunicion? Qent eguet parissa dirac an tribunal redoutabl-se, cetu-me, ô va Doue, ous ho treid gant ar vreg coupabl-se, o côvessât deoc'h va fec'hejou hac o c'hortos an arret demeus ho mizericord.

5. *Jesus en ur zevel a lavaraz dezi : greg, pelec'h e màn oc'h accusatourien? N'en eus condaonet den ac'hanoc'h? Nan, Otrou, a respontas-hi.* N'he dije gallet lavarat guir al ebet hep ruzia gant ar vez. Mes hor Zalver a roas dezi an occasion da respont, nonpas hepqen hep confusion, mes c'hoas gant an douça esperanç. O Jesus, ne zisqìn-me birviqen oc'h hanaout? O sellet a rìn-me bepret gant spont? Ne vezìn-me birviqen touchet eus ho madelez qer tener?.. *Ha me n'o condaonìn qet ive.* En esperi a ren, ô va Jesus. C'houi, condaon ur bec'heres contristet hac humiliet! C'houi peini a so deut evit guervel ar bec'herien ha rêy ho coad evite! Ha me, va c'hondaon a refot-u? Guir eo e zòn carguet a bec'hejou; mes dont a ràn d'o caout, nonpas forcet gant accusatourien, mes digacet gant ar glac'har d'o peza offancet. Ho Ministret e lec'h va c'hondaon, o deus va absolvet en oc'h hano; hac e felfe deoc'h, c'houi, va c'hondaon! Nan, esperi a ràn tout digant ho mizericord. An esperanç ferm-se a ra an ol gonsolacion eus va buez.

6. *It, ha ne bec'hit muy en amzer da zont.* Cetu ar vreg-se en assuranç; ar Pharisianet n'he c'hlasqint muy; int a garje n'o divije biscoas he accuset. Dre ar jujamant-se qer brudet, Jesus a humili e adversourien; ne dor

qet al Lezen, a zoveta ar vreg coupabl, hac a den muyoc'h-muy varnezàn e-unan admiracion, respet ha carantez ar bobl. Ar vreg-se goude un hevelep danjer, un hevelep mizericord, he devoe, hep douetanç, sonch mad demeus a ziveza avertissamant he Liberator divin : ne bec'hit muy en amzer da zont.

Ah! va Zalver, n'en ancouaìn qet va-unan an avertissamant saluter-se. Dioüal a rìn ous an adfeill a beini ar suitou a so qer redoutabl. Ho craç, peini a c'houlennàn a greis va c'halon a royo dìn an donezon a binijen, ar pardon hac ar berseveranç. *Amen.*

CLXXVII. MEDITACION.

Discours Jesus d'ar bobl. Yan. 8. 12-20.

I. Poent.

Jesus a instru ar bobl.

„Jesus a gomzas oute un eil guech, hac a „lavaras : Me eo sclêrijen ar bed; an hini a „heuill ac'hanòn, ne guerz qet ebars en devali„jen; mes beza en devezo ar sclêrijen eus „ar vuez. „ Meditomp ar c'homzou-se.

1. *Me eo sclêrijen ar bed.* Jesus a so ar sclêrijen eternel dre e jeneracion divin, Mab eternel da Zoue an Tad, ar c'han demeus

e c'hloar, ân imach demeus e substanç. Oc'h adori a ràn, ô sclêrijen divin, sclêrijen inconcevabl! Oc'h adori a ràn gant an Tad peini a anjandr ac'hanoc'h, gant ar Speret-Santel peini a so produet gant an Tad ha ganeoc'h. Drindet Santel, un Doue hepqen en tri Ferson, me och ador, hac a zoumet deoc'h va rêzon, peini n'en eo nemet tevalijen dirazoc'h. Pegoulz, ô sclêrijen divin, o quelìn-me, hac e vezìn chenchet ennoc'h!... Jesus a so ar sclêrijen incarnet, dre e c'hinidiguez temporel, dre e visteriou hac e Aviel. Dre ar bresanç demeus ar sclêrijen-se, ar sperejou a devalijen o deus qemeret an tec'h, an idolou a so chomet mud, an den en eus hanaveet e Grouer, an henor a dle dezàn, ar madou en eus da c'hortos digantàn. Ho trugarecât a ràn, ô sclêrijen invisibl, da veza en em rentet visibl d'hon daoulagad, da veza chassect an devalijen horrerus a beini e voa goloet an douar. Penos e zeus c'hoas tud dal aoüalc'h evit nonpas guelet ur sclêrijen qer sansibl, pe furius aoüalc'h evit serri o daoulagad ous ur sclêrijen qer douç ha qer favorabl! Deut em c'halon, ô sclêrijen sacr; qerqent ha ma parit ennòn, ân ol buissançou eus va ene a so transportet a

joa. Pa zisparissit e coezàn ebars en anui hac en dristidiguez. O Jesus, ô va sclêrijen, ô va c'harantez, deut, ha n'en em zeparit biqen diouzin!

2. *An hini a heuill ac'hanòn, ne guerz qet ebars en devalijen.* Piou eo ar re a guerz ebars en devalijen? Ar re pere elec'h receo ar revelacion, ne fel dezo heuill nemet o rêzon o-unan, peini ne lavar netra a just dezo var o orijin, var o obligacionou, var o destinacion. Ar re pere elec'h selaou an Ilis, a heuill o speret particulier, peini ne al lavarat netra dezo gant assuranç evit ar sinification demeus ar guirioneou revelet. Erfin ar re pere elec'h pratiqa Lezen J.-C. a fel dezo heuill o fassionou, pere a devala o speret hac a galed o c'halon; er c'hontrol, ar re a heuill J.-C., a zelaou e Ilis, a observ e c'hourc'hemennou, ar rese a guerz ebars er sclêrijen peini o c'hundu en o accionou, en o zouffrançou, en o zentacionou; betec ebars en nos eus ar maro, e tisqeuz dezo an hent assur evit parveni d'ar boneur eternel.

3. *Mes en devezo ar sclêrijen eus ar vuez.* Da lavarat eo, ar sclêrijen eus ar vuez spirituel. Ar c'henta degre eus ar vuez spirituel a gonsist o veza en stad a c'hraç, exant a bec'het marvel,

ha dign da gaout lod ebars er sclêrijen eus ar vuez eternel. An eil degre a gonsist ebars er ferveur, o tioüal ous ar pec'het veniel, oc'h ober ar pez a blij ar muya d'an Otrou-Doue. An drede a gonsist ebars en union stard ha parfet gant an Otrou-Doue. Ebars en degrese ar sclêrijen e zo qer sansibl, ne veler muy nemet an Otrou-Doue, hac ar perfeccionou pere en rent dign demeus ur garantez souveren; ne veler muy ebars en traou ar vuezmàn nemet objedou a zisprisanç hac a gassoni, dious pere e tistroer gant ur certen horrol evit en em derc'hel ferm ous an Otrou-Doue. An degre-màn a so evel un tànva demeus ar sclêrijen a beini e chouis ar re curus ebars er vuez eternel. Ah! heuillomp J.-C., heuillomp-àn cuntinuelamant, heuillomp-àn parfetamant.

II. Poent.

Opposicion ar Pharisianet, ha respont Jesus.

Lavaret a rejont dezàn eta: c'houi a rent testeni deoc'h oc'h-unan, hac evelse ho testeni neo qet veritabl.

1. Jesus *a lavaras dezo: petra benac ma rentàn testeni dìn va-unan, va zesteni a so veritabl, abalamour mac'h ouzòn a belec'h*

e teuàn, na pelec'h e zàn. Mes c'houi ne ouzoc'h nac a belec'h e teuàn, na pelec'h e zàn. An eol en em zisqeuz anezàn e-unan; n'en eus qet ezom a sclêrijen al evit beza guelet : Jesus a oa en em disqeuzet dre guement a zantelez, dre un doctrin qer divin, dre viraclou qer bras hac en qer bras niver, ma voa e desteni dreist da bep testeni, hac ar virione eus a Zoue memes. Ret e oa beza qer dal evel ar Pharisianet evit nonpas guelet ur sclêrijen qer sansibl, evit nonpas hanaout an otorite eus an desteni-se.

2. *Evidoc'h, c'houi a varn hervez ar c'hig; mes evidòn, me ne varnàn den.* Col a rêr ar feiz o clasq juja demeus a visteriou an Otrou-Doue dre ar rêzon; o varn an dud hervez ar passionou e tistrujer ar garantez. Cetu aze daou grim ar Pharisianet en qever Jesus. Ar Zalver divin-se var an douar n'en eus na barnet na condaonet den. Galvet en eus ar bec'herien ha pardonet d'ar re benitant; spontet en eus ar re amzent dre ar vel demeus a boaniou ar bed al; mes souffret en eus o insultou, en em zoumetet eo d'o barnidiguez, anduret en eus ar maro da beini e voe condaonet gante. Jesus eo hon exempl : perac e zeo hor c'hundu qen opposet d'he hini?

3. *Ne varnàn den, mes ha pa varnfen, va barnidiguez a so veritabl, abalamour n'en òn qet va-unan, mes me ha va Zad, peini en eus va digacet; hac ebars en ho lezen e zeo scrivet penos testeni daou zen a so veritabl. Mes me a rent testeni dìn va-unan, ha va Zad peini en eus va digacet, a rent ive testeni dìn.* Hac a visteriou comprenet ebars er c'homzouse! Jesus à so Mab Doue, Doue a so e Dad, e Dad a so ennàn, hac én a so en e Dad; ar jujamanchou a bronong, an doctrin a brezeg, an œuvrou a ra, a so jujamanchou, doctrin, œuvrou e Dad, a so an desteni demeus e Zivinite rentet gantàn ha gant e Dad. An dud direlijius ne allont oppos d'an desteni-se nemet o dallidiguez, o c'haleder; ar gristenien a gav enni ar fondamant assur demeus o feiz hac o douça consolacion.

III. Poent.

Goulen ar Pharisianet ha respont Jesus.

1. *Goulen a rejont digantàn : pelec'h e màn ho Tad? Jesus a respontas dezo : ne hanaveit na va Zad na me; ma hanavjac'h ac'hanòn, e hanavjac'h ive va Zad.* Ar Pharisianet en em obstine da zishanaout Jesus evit ar Messi;

penos o devije credet e voa Doue Tad dezàn? Pa rezister ous ar c'henta graçou, e veriter beza privet eus a real, en em daller hac en em galeder muyoc'h muy. Dre Jesus hepqen ec'h allomp hanaout an Otrou-Doue, e garantez infinit, ar rigor demeus e justiç. Studiomp Jesus, e Zoctrin, e visteriou, hac e cresqfomp bemde ebars en anaoudeguez, en doujanç hac en carantez Doue.

2. *Jesus a lavaras an traou-se, oc'h instrui ebars en Templ, en pelec'h e voa an tenzor, ha den n'en em sézissas anezàn, abalamour e heur ne oa qet deut c'hoas.* An antre demeus an Templ, en peini e voa an tenzor, a oa ur plaç comod evit ur revolt; mes Jesus a zortias eus ar gambr-se, hep ma laqas den an dorn varnezàn; abalamour evel m'en remerq an Aviel evit an deirvet guech, ne oa qet deut c'hoas e heur. An Den-Doue-se a arrête passionou e enemiet, dre ur pouar invisibl, ar pez a so unan demeus ar miraclou brassa.

O va Doue, an ol desseniou eus va enemiet ne ampechint qet ac'hanòn da boursu an œuvr eus va zilvidiguez. N'o devezo evit noazout dìn nemet ar pouar hac an amzer a rofot dezo; ha ma plichfe ganeoc'h erfin va abandoni etre

o daouarn, ho pije sonch neuze demeus ho madelez, evit va zouten ha rêy dìn ar berseveranç. *Amen.*

CLXXVIII. MEDITACION.

Discours al a Jesus. Yan. 8. 21-29.

I. Poent.

Piou a so en risq da vervel ebars er pec'het?

„Jesus a lavaras c'hoas dezo : mont a ràn „ diganeoc'h, hac em c'hlasqfot, hac e varvfot „ ebars en ho pec'het. Ne ouffac'h qet dont „ elec'h ma zàn. Ar Judevien a lavare entreze; „ en em laza a rêy-àn e-unan, pa lavar : ne „ ouffac'h qet dont elec'h ma zàn.“

1. Ar re a ziffer o c'honversion betec ar maro, a so en risq da vervel ebars er pec'het. Darn a ve surprenet gant ar maro subit, pe dre ur c'hlénvet peini n'en em disclêry marvel, nemet o lemel an anaoudeguez digant ar c'hlànvour. Calz a rezist ous qement a lavarer dezo evit o douguen d'ar binijen; real ne reont nemet ur binijen fos.

2. Ar re a vev hervez ar bed, a so er memes risq. *Evidoc'h, c'houi a so eus an traòn-mâ;*

mes evidòn, me a so dious crec'h; c'houi a so eus ar bed-màn, ha me n'en òn qet eus ar bed-màn. Beza hon eus ur guinidiguez hervez ar c'hig, dre beini e zomp eus ar bed-màn; mes beza hon eus un al hervez ar speret, dre beini hon eus renoncet d'ar c'hig ha d'ar bed. Mar bevomp hervez an hini diveza, e zomp memprou da J.-C., hac e zimp en lec'h ma zeo êt hor Chef. Mar bevomp hervez an hini qenta ebars er pec'het, ebars en habitud eus ar pec'het, petra a allomp-ni da c'hortos, nemet mervel ebars en hor pec'het? En em examinomp, crenomp ha chenchomp a vuez.

3. Ar manq a feiz a gundu c'hoas d'ar maro ebars er pec'het. *Evit-se em eus lavaret deoc'h penos e varvfot ebars en ho pec'het, abalamour en effet, ma ne gredit qet piou e zòn, e varvfot ebars en ho pec'het.* Ma ne gredomp qet e zeo bet digacet J.-C. gant e Dad, en eus J.-C. digacet e Ebestel hac e màn gant an Ilis bete fin ar bed, e varvfomp en hor pec'hejou, pa ne allomp receo ar pardon anezo nemet dre ar pouar en eus roet J.-C. d'e Ilis. C'hoas n'en eo qet aoüalc'h douguen an hano a Gristenien, a Gatholiqet, ma n'on eus nemet ur feiz simpl, languissant, maro, ar feis-se

ne royo qet deomp ar victor var hor passionou; hon tentacionou, hon habitujou ne viro qet ac'hanomp da vervel ebars en hor pec'het.

II. Poent.

Petra a dleomp da ober evit nonpas mervel ebars er pec'het.

1. Hanaout J.-C. *Lavarat a rejont dezàn: piou oc'h-u? Jesus a respontas: ar c'homançamant peini a gomz ouzoc'h.* Da lavarat eo, ar c'homançamant dre beini e zeo bet grêt an ol draou, hac hep peini n'en eus bet grêt netra. Adoromp J.-C., Crouer an ên hac an douar, gant an Tad hac ar Speret-Santel; adoromp J.-C. evel hon Redemptor; credomp e Zoctrin, miromp e C'hourc'hemennou, mar fel deomp en em breservi dious maro ar bec'herien, ha mervel a varo an dud just.

2. En em hanaout hac en em varn hon-unan. Jesus a ajoutas: *C'hoas em eus calz a draou da lavarat deoc'h ha da gondaon ennoc'h.* Peguement a draou a gav J.-C. da gondaon ennomp en pep bloaz, en pep deiz demeus hor buez, en hor zonjesonou, en hon affeccionou, en hon deziriou, en hor c'homzou, en hon accionou, betec ebars en hon œuvrou mad hac hon devocionou! En em

varnomp, en em gondaonomp hon-unan, detestomp, goëlomp hor pec'hejou, ha comançomp ur vuez neve.

3. Beva hervez an Aviel. *Mes an hini en eus va digacet a so guirion, ha ne lavaràn ebars er bed nemet ar pez em-eus disqet gantàn.* An Aviel eo guirione an Otrou-Doue memes; guirione eternel, var beini e vezo barnet an ol dud. Lezen ar bed n'en eo nemet guevier, a finisso evit pepini ac'hanomp gant ar vuez. Maleur d'an hini peini, ebars en diveza moment-se, en devezo preferet lezen ar bed da hini an Otrou-Doue. Eurus an hini en devezo dispriset ar guevier evit heuill ar virione! Ur gloar eternel a vezo e recompanç.

III. Poent.

Confianc en Jesus crucifiet.

1. *Ar Judevien ne gomprenjont qet e lavare Jesus penos Doue a oa e Dad. Jesus a lavaras dezo eta : pa ho pezo savet Mab an Den, neuze e hanavezot piou e zòn, penos ne ràn netra ac'hanòn va-unan, mes e lavaràn ar pez en eus disqet va Zad din.* Ni a vel dirac hon daoulagad accomplisset ar pez a lavar amàn J.-C. abaoue ma zeo bet marvet

var ar groas, en eus ar bed en hanaveet ha credet ennàn. Piou en eus roet d'ar Groas ur vertu qen admirabl? Ret eo ma ve bet meurbet patant ar preuvennou pere o deus accompagnet ar mister-se, ma ve bet meurbet galloudus ar c'hraç evit obteni ur feiz qen inconcevabl. Qementse a so labour an Otrou-Doue, hac a dremen pouar, ha memes imajinacion an dud. Jesus crucifiet hac adoret; cetu aze va feiz, ar breuven demeus va feiz, preuven peini a justifi ar real ol, a so ar berfeccion hac an abreje anezo. O Croas adorabl, ar vel ac'hanoc'h hepqen a ra credi hep douetanç ebet.

2. *Hac an hini en eus va digacet a so ganén, ha n'en eus qet va lezet va-unan.* Nan, ô va Zalver! ho Tad n'en eus qet oc'h abandonet var ar Groas; e voa ennoc'h evit pardoni dreizoc'h d'ar bed coupabl. Ac'hane, ho Croas n'en eo qet hepqen ar fondamant eus va feiz, mes c'hoas eus va esperanç. Pa em eus un dra benac da zouffr, ec'h allàn en em unissa ganeoc'h ha dreizoc'h gant ho Tad. Peguer consolant, peguer douç n'en eo qet va foaniou, pa ràn ar reflexion-se!

3. *Abalamour ma ràn bepret ar pez a so*

agreabl dezàn. Ia, ô va Zalver! ar Groas eò bet an desteni demeus a garantez ho Tad evidoc'h, hac ar recompanç demeus oc'h oboissanç parfet. Dre eno oc'h eus acquisitet ar buissanç souveren ebars en ên ha var an douar, ar guir da rën var ar c'halonou, da varn ar re veo hac ar re varo, da veza adoret gant an dud hac an Ælez, da brepari d'ho Tad, ur bobl parfet evit rën ganeoc'h epad an eternite. Abaoue ma zoc'h bet savet er Groas, peguement o deus comprenet ar mister-se! Peguement n'o deus goulennet digant ho Tad qen recompanç demeus o labouriou nemet ar gloar da vervel ha da scuill o goad evitàn! Bevomp santelamant ni hon-unan, hac e comprenimp ar boneur hac ar gloar eus ar souffrançou. Neuze ne vezimp spontet na rac ar maro, na rac an anqeniou eus ar maro. Seul-vuy e souffrimp, seul-vuy e rentimp graçou d'an Otrou-Doue.

Laqit, ô va Zalver, ar zantimanchou-se ebars em speret hac em c'halon; o goulen a rin diganeoc'h bemde evel ar brassa eus an ol c'hraçou. Grit din partaji ho Croas, mervel var ho Croas, evit caout lod ebars en ho cloar. *Amen.*

CLXXIX MEDITACION.

Hon tromplerez varnomp hon-unan.
Yan. 8. 30-45.

I. Poent.

Credi e zomp libr, ha beza esclavet.

1. „ Pa lavare an traou-se, calz a gredas „ ennàn. Jesus a lavare eta d'ar re a grede „ ennàn : mar bezit fidel d'am c'homzou, e „ vezot en guirione va Disqibien. Hanaout a „ refot ar virione, hac ar virione a rento ac'ha„ noc'h libr. „ Evit beza comancet d'en em gonvertissa, ne gredomp qet evit-se e vemp libr dious hor goal inclinacionou. An erroi-se en eus collet calz pere, o veva hep aon hac hep precocion, a so adcoezet hep dale ebars en esclavach, a beini e voant sortiet gant calz a boan. Ar voyen da assuri hon liberte, eo perseveri ebars er pratiq demeus al Lezen, medita ar guirioneou eus ar zilvidiguez, beilla varnomp hon-unan, pellât dious an occasionou, rezista ous an dentacionou.

2. *Ar Judevien a respontas dezàn : ni a so demeus a ligne Abraham, ha n'en omp bet biscoas esclavet da zen; penos e lavarit-u*

eta, e vezimp libr? Peguement a Gristenien a so c'hoas Judevien a galou, ha ne hanaveont qen liberte, qen gloar, qen madou nemet re ar bed-màn, hac a so insansibl ous esclavach an ene, peini n'en eo hanaveet nemet gant Doue, hac a beini ar gonfusion hac ar maleur ne barissint nemet ebars er bed al!

3. *Jesus a respontas dezo: en guirione, en guirione, me lavar deoc'h, piou benac a gomet ar pec'het, a so esclav d'ar pec'het. An esclav ne chom qet bepret ebars en ti, mes ar Mab a chomo evit bepret. Mar laqa eta ar Mab ac'hanoc'h en liberte, neuze e vezot en guirione libr.* Calz a gred caout al liberte, o terri Lezen Doue, o vouga ar remorzou eus o c'honsciang, ous en em abandoni d'an ol dizurzou. Ah! peguement en em dromplont! Maleurus int adalec ar bed-màn. Santout a reont ar bouez eus o chadennou, hep gallout en em delivra; mes maleurussoc'h ebars er bed-al, en peini n'o devezo qen demeurang nemet ar prison eus an ifern, carguet a esclavet vil evelte. Deploromp an amzer hon eus tremenet en un esclavach qer trist ha qen danjerus. Profitomp eus a vadelez J.-C. peini, goude beza hon laqet en liberte, en eus hon

adoptet evit e vreudeur, savet ac'hanomp d'ar galite a vugale da Zoue, evit chom eternelamant gantàn ebars en ti, evit partaji e heritach. O va Doue, pebes faveur, pebes henor, pebes esperang! Ha me a renonçfe c'hoas d'an avantajouse evit en em renta esclav d'ar pec'het ha d'an ifern!

II. Poent.

Credi e zomp bugale d'ar Zent, ha beza bugale d'ar bec'herien.

1. *Gout a ràn e zoc'h bugale Abraham; mes falvezout a ra deoc'h va laqat d'ar maro, abalamour va c'homzou ne gavont qet a antre ebars en ho calonou. Evidòn, me a lavar ar pez em eus guelet ebars em Zad, ha c'houi a ra ar pez oc'h eus guelet ebars en ho Tad.* Ar Zent o deus bepret credet hac observet comzou Doue. Mes ni, bugale indign eus ar Zent, evel ma voa ar Judevien bugale indign da Abraham, ni a abandon ar c'homzou divin evit sellet petra a zonch ar bed, ha penos e vev. Hor feiz a zo feiz ar bed; hor langach a so langach ar bed; hor maximou a so maximou ar bed. Comzou Doue ne gavont qet a blaç ebars en hon occupacionou; n'on eus qet an amzer d'o lenn ha d'o zelaou; ebars en

hor speret, re dibarfet eo evit o medita; en hor c'halon, re stag eo ous an douar, evit o c'harout hac o zaouri. Relijion, devocion, ferveur, ar zantimanchou-se a so dishanav evidomp, ne ouzomp qet petra sinifiont. En em c'hlorifia a reomp da veza bugale d'ar Zent, hac e zomp bugale d'ar bec'herien

2. *Ar Judevien a respontas dezàn : Abraham eo hon Tad. Jesus a lavaras dezo : mar d'oc'h bugale da Abraham, grit eta ar pez en eus grét Abraham.* Ar memes tra a aller da lavarat deomp : Mar doc'h bugale d'ar Zent, imitit vertuziou ar Zent, o feiz, o esperanç, o c'harantez, o devocion, o ferveur, o humilite, o douçter, o faciantet, o finijen, o faourente, o furete, o zel evit silvidiguez an nessa. Mes, a lavarer, hac én a so necesser ober qement o deus grêt ar Zent? Ha me a c'houlen hac én a elle ar Zent ober re evit an Doue a zervichent, evit ar Zalver o devoa da imita, evit an adversourien o devoa da drec'hi, evit an ên o devoa da c'homit, evit an ifern o devoa da evita? Teulomp ple, gant aou da ober re, ne rafemp qet aoüalc'h, ne rafemp netra, ne golfemp tout.

3. *Mes bremàn e clasqit va laqat d'ar*

maro, me peini en eus lavaret deoc'h ar virione em eus disqet gant va Zad. N'en eo qet evelse en eus grêt Abraham. Antreteni a reomp ebars en hor speret sonjesonou a vanite, a ambicion, a interest, sonjesonou enep d'ar feiz ha d'ar burete; o c'hreât a reomp o lenn pe o selaou traou direlijius ha dishonest; ar Zent n'o deus qet grêt evelse. Conservi a reomp ebars en hor c'halon disprizançou, yenien, cassoniou, anvi, deziriou a venjanç; ar Zent n'o deus qet grêt evelse. Detracti, murmuri, insulti a reomp; ar Zent n'o deus qet grêt evelse. Ober a reomp domach d'hon nessa; profani a reomp hor c'horfou dre an impurete, dre ar gourmandis; ar Zent n'o deus qet grêt evelse. Appliqomp ar reglen-se d'hor buez en antier, hac e qavimp e zeo hànval, nonpas ous buez ar Zent, mes ous hini ar bec'herien, hac e lec'h pretanti caout lod en recompanç ar Zent, ne allomp gortos nemet ar suppliçou rezervet d'ar bec'herien.

III. Poent.

Credi beza bugale da Zoue, ha beza bugale d'an drouc-speret.

1. *Ober a rit œuvrou ho tad. Respont a rejont dezàn : n'en omp qet bugale dilejitim;*

n'on eus nemet un Tad, peini eo Doue. Mes Jesus a lavaras dezo : ma vije Doue ho Tad, e carfac'h ac'hanòn, abalamour ma zòn deut a Zoue. Rac n'en òn qet deut ac'hanòn va-unan, hac én eo en eus va digacet. Perac eta ne hanaveit-u qet va langach? Abalamour ne allit qet clévet va moez. An dud direlijius demeus hon amzer, evel guechal ar Judevien, en em vant da gaout Doue evit Tad ; mes ne zelaouont na J.-C., digacet gant Doue an Tad, nac an Ilis etablisset gant J.-C., Doue ar Mab. Fellout a ra dezo un Tad peini ne ordrenfe netra dezo, peini o lesfe da derri an ol lezennou demeus ar justiç, ar burete, an urz vad, ar Relijion, hep ma ve punicion ebet evite. Cetu aze ar re a bretant en em justifia, o tont da lavarat deomp hon eus ol ar memes Doue evit Tad. Bugale ingrat ha dinatur, beza e vezo ive ho parner hac ar vanjer demeus oc'h amsentidiguez.

2. *Beza oc'h eus an drouc-speret evit tad; evit-se e fel deoc'h accomplissa deziriou ho tad. Bet eo muntrer adalec ar c'homançamant, ha n'en eo qet chomet ebars er virione; ac'hane ar virione ne màn qet ennàn. Pa lavar guevier, e comz demeus e fonç*

propr, rac gaouyad eo ha tad ar gueyer. An drouc-speret ne glasq nemet hor c'hol corf hac ene. Én en eus digacet ar maro ebars er bed er c'homançamant, hac a zoug c'hoas an dud d'en em laza an eil eguile. Én en eus digacet maro an ene dre ar pec'het, hac a solicit c'hoas bemde ac'hanomp d'ar pec'het, evit hor c'hundui d'ar maro eternel. Gaouyad eo, ha tad ar gueyer. Lavarat a eure d'on Tad ha d'or Mam guenta : ne varfot qet, beza e vezot evel Doueou. Lavarat a ra deomp : heuillit ho passion hac o pezo plijadur, e vezot eurus ; e màn pel ar maro diouzoc'h, en em gonvertissa a refot. Lavarat a ra goude, dizesperet oc'h, jouissit eus an traou presant; lavarat a ra, ur *peccavi* mad ho pezo. Erfin e lavar : n'oc'h eus ene ebet, n'en eus qet a vuez al, n'en eus qet a ifern. Cetu aze langach an drouc-speret hac e vinistret. Bete pegueit en em lezimp-ni da veza tromplet ?

O va Zalver, delivrit ac'hanòn dious ar speret a errol, evit ne vezo qet accomplisset ennòn ar pez a lavarec'h c'hoas d'ar Judevien : *Mes abalamour ma lavaràn-me ar virione, n'em c'hredit qet.* Grit din carout ar virione demeus ho misteriou, demeus ho courc'he-

mennou, beza soumetet d'oc'h Ilis ha d'ar re a c'houarn enni dre oc'h otorite. Grit din douguen betec ar maro ar c'haracter-se demeus ho quir vuguel, evit m'am bezo lod en oc'h heritach epad an eternite. *Amen.*

CLXXX. MEDITACION.

Doctrin J.-C. Yan. 8. 46-59.

I. Poent.

Guirione demeus a Zoctrin J.-C.

1. "Piou ac'hanoc'h a brouvo e ven coupabl "a bec'het? Mar lavaràn ar virione deoc'h, "perac ne gredit-u qet ac'hanòn? An hini "so a Zoue, a entent comzou Doue : c'houi "n'o ententit qet, abalamour n'en oc'h qet "a Zoue." Buez Jesus a so an exempl eus an ol vertuziou, hac e adversourien n'o deus biscoas rebechet dezàn nep viç, nep accion control da Lezen Doue. Ar Philosophet hac an heretiqet n'en int qet custum da broposi ur vuez divlam evel ar c'henta preuven demeus o doctrin. Ol Gourc'hemennou J.-C. a so conform d'ar sclêrijen pura demeus ar speret, d'an deziriou parfeta eus ar galon. E Zoctrin

a gompren misteriou pere a dremen hon ententamant; mes ne aller qet disqeuz e vent enep d'ar rêzon, ha prouvet int dre viraclou incontestabl. Mar deus en em gavet, mar en em gav c'hoas qement a dud pere ne gredont qet Doctrin J.-C., J.-C. e-unan a ro deomp ar rêzon a guementse : an dud-se n'en int qet eus an Otrou-Doue, ne garont qet an Otrou-Doue, mes a so livret d'ar bed, d'an drouc-speret ha d'o fassionou.

2. *Neuze ar Judevien a respontas dezàn : n'on eus-ni qet rêzon da lavarat penos e zoc'h ur Samaritan hac ur possedet?* En defot a rêzoniou, ar Judevien o deus recours d'an injuriou ha d'an outrajou.

3. *Jesus a respontas dezo : n'en òn qet ur possedet; mes henori a ràn va Zad, ha c'houi oc'h eus va dizhenoret. Evidòn ne glasqàn qet va gloar va-unan, un al eo a guemero soign a guementse, hac a rento justiç dìn.* J.-C. a zisq deomp amàn : 1. Nonpas respont ous an injuriou. *C'houi a so ur Samaritan.* Jesus ne respont netra d'an outrach-se. 2. E tisq deomp nac'h simplamant an detraccionou fos, pere a ampechfe ar frouez eus hor fonccionou. 3. E tisq deomp clasq gloar an

Otrou-Doue hepqen, ha nonpas hon hini. 4. Lezel etre daouarn an Otrou-Doue ar soign eus hor justificacion. Ia, beza a so un Doue peini a vel pep tra, en eus sourci a bep tra, a gundu pep tra, a zizoloyo pep tra, a varno pep tra, a recompanço pe a bunisso pep tra. Ennàn e laqàn va ol gonfianç, gortos a rìn e zeiz gant paciantet; neuze, hac evit bepret, pepini a recevo hervez e œuvrou.

II. Poent.

An avantajou eus a Zoctrin J.-C.

1. *En guirione, en guirione, me en lavar deoc'h: mar mir unan benac va c'homzou, ne varvo qet.* Ne zoujomp netra qement hac ar maro; ne zeziromp netra muy eguet beza delivret evit biqen dious ar maro. Maro ar c'horf n'en eo ur maro nemet evit ar bec'herien, abalamour ma zeo evite ur passach demeus ar vuez-màn da ur separacion eternel dious Doue, ha da ur suppliç hep muzur hac hep fin; mes evit ur C'hristen fidel da observi Gourc'hemennou Doue, maro ar c'horf n'eo qet ur maro, pa zeo ar passach demeus ur vuez temporel, mizerabl, mortifiet, da ur vuez eternel, eurus ha glorifiet. O recompanç infinimant dreist

dreist d'hor poaniou, mes meurbet dign eus an Otrou-Doue hac a veritou J.-C. e Vab!

2. *Ar Judevien a lavaras dezàn: evit bremà e hanaveomp erfat penos e zoc'h possedet gant an drouc-speret: Abraham a so maro hac ar Brofetet ive; ha c'houi a lavar: an hini a viro va c'homzou ne varvo biqen. Ha c'houi a so brassoc'heguet hon Tad Abraham peini a so maro, hac eguet ar Brofetet pere a so màro ive? Piou a bretantit-u beza?* Ar-re a so dallet dre ur goal banchant, a vel ar pez a blij gante; ar re a so exant eus ar memes panchant, ne allont qet compren un hevelep follentez. Mes ar Barner Souveren a lamo un deiz an dromplerez, o tizolo ebars er galon ar pez a dalle ar sperèt. Pa lavare J.-C.: *An hini a vir va c'homzou, ne varvo qet*, ne gomze qet eus a varo ar c'horf; prometi a rê ar vuez eternel; Moyses hac ar Brofetet o devoa he gortoet digantàn, ha meritet o credi ennàn. *Ha c'houi so brassoc'h eguet Abraham?* Jesus en em roe evit ar Messi, a brouve penos e voa ar Messi; hep douetanç eta e voa brassoc'h eguet Abraham, an ol dud hac an ol Ælez.

3. *Jesus a respontas dezo: mar en em c'hlorifiàn me va-unan, va gloar n'en eo netra;*

va Zad eo a c'hlorifi ac'hanòn, én peini a lavarit a so ho Toue. Ur respont qer fur a dleye appesi ar Judevien, hac a gompren evit an ol : 1. Un exempl a humilite. En em c'hlorifia hon-unan, a so qemer ur gloar peini n'en eo qet dleet deomp; laqat hor gloar ebars en estim an dud, clasq an estim se, en em rejouissa pa he obtener, en em afflija evit he beza collet : qementse ol n'en eo nemet vanite. N'en eus qen gloar veritabl nemet an hini a dèu digant Doue; clasqomp honnes hepqen, oc'h ober pep tra evit plijout dezàn. Mar en eus an dud un estim benac evidomp, rapportomp ar gloar d'an Otrou-Doue. Mar domp ancouêt, humiliet, disprizet, decriet, en em reposomp var an Otrou-Doue, ha bezomp contant da zouffr pep tra evitàn. Ma ne glasqomp nemetàn, er c'havimp, hac ous er c'haout hor bezo pep tra. 2. Ar breuven demeus a Zivinite J.-C.; ober a rê miraclou pere a zisqeuz en evoa recevet digant e Dad ur pouar peini ne el beza roet nemet evit souten ar virione. Evelse e voa glorifiet J.-C. gant e Dad. 3. Un avertissamant evit ar re a hanav an Otrou-Doue, hac a lavar penos e zeo o Doue. Ar Judevien hac ar Philosopheted en avar; mes en em drompla a reont, pa ne

hanaveont qet Divinite J.-C., prouvet dre ar miraclou. An heritiqet en lavar; mes en em drompla a reont, pa ne gredont qet an Ilis gant peini e màn J.-C. Ar Gatholiqet en lavar; mes en em drompla a reont, ma ne observont qet e C'hourc'hemennou.

III. Poent.

Ar Zourcen eus a Zoctrin J.-C.

1. *Ha gouscoude n'en hanaveit qet; evidòn, me en hanav, ha ma lavarfen n'en hanaveàn qet, e ven gaouyad eveldoc'h; mes en hanaout a ràn ha miret a ràn e gomzou.* Doctrin J.-C. a gonsist ebars en e gomzou hac en e accionou, fondet oi var an anaoudeguez parfet en eus demeus a ol secrejou hac a ol deseniou e Dad, a beini ec'h accomplis ar volonte en pep tra. *Abraham ho Tad en eus deziret gant ardeur guelet va deiz, hac en eus-àn guelet, hac e zeo bet carguet a joa.* Mar d'eo bet Abraham carguet a joa, evit beza hanavezet J.-C. dre ar feiz, pe memes dre ur revelacion barticulier benac, peguen eurus n'en omp-ni qet, ni pere a jouis demeus a bresanç J.-C. hac e ol denzoriou!

2. *Ar Judevien a lavaras dezàn : n'oc'h*

eus qet c'hoas hanter-cant vloas, hac oc'h eus guelet Abraham, peini a so maro abaoue tost da zaou vil bloas so. Seul-vuy a sclêrijen a ro Jesus d'ar Judevien, seul-vuy en em anfonçont ebars en o dallidiguez. Ar memes tra a ra c'hoas bremàn an dud amcredul. Contchou ha goapêrezou, cetu petra a oppozont d'ar pez a so a muya redoutabl hac ar muya sacr ebars er Relijion. Deploromp o maleur ha dioüallomp ne goesfemp ennàn.

3. *Jesus a respontas dezo : en guirione, en guirione, m'en lavar deoc'h, me a so qent ma voe crouet Abraham.* Enemiet Jesus a abuse eus e gomzou ; e insulti a rent ; guelet a rê penos e voant var ar poent da essa exerci o fulor varnezàn ; gouscoude e cuntinu da reveli ar misteriou demeus e Zivinite, abalamour ma voa ous e glêvet calz a dud disposet da brofita, hac abalamour ma voa d'ar bed ol en em adresse... *Neuze e qemerjont mein evit teurel gantàn.* Netra ne alum muy fulor enemiet ar Relijion eguet ar gonstanç eus an dud fidel o souten ar virione. *Mes Jesus en em guzas hac a zortias eus an Templ.* Ar guirioneou en devoa anoncet o devoa charmet ar c'halonou eün, ha dallet ar sperejou amzent.

Mes evit consolacion ar re vad, evit conversion pe confusion ar re vechant, e ras en deiz-se memes ur miracl ar brassa, o vellât un den ganet dal.

Punissit ac'hanòn, ô va Zalver, evel ma plijo ganeoc'h ebars en ho mizericord ; mes n'en em guzit qet ouzìn ebars en ho colèr, evel m'en em guzjoc'h ous ar Judevien obstinet. Hep-oc'h ne al den na caout nac hanaout ho Tad. Roit dìn lod demeus ho sclêrijen, evit ma compremn ebars en ho comzou misteriou ar Relijion, ebars en oc'h exemplou ar pez a c'houlen diganèn, ha roit dìn ar graçou necesser evit accomplissa ho polonte zantel. *Amen.*

CLXXXI. MEDITACION.

Jesus a vella un den ganet dal. Yan. g. 1-12.

I. Poent.

An Ebestel a ra ur goulen, ha Jesus a respont.

1. „ Jesus a velàs en ur dremen un den dal adalec „ e c'hinidiguez, hac e Zisqibien a c'houlennas „ outàn : Mestr, pe abalamour d'e bec'hejou „ e-unan, pe abalamour da bec'hejou e dad „ hac e vam, e zeo ganet an den-se dal ? „

Daou errol a voa etouez ar Pharisianet : ar c'henta penos an afflicciono a voa bepret ar bunicion demeus ur pec'het bras benac cometet gant an hini a ve afflijet pe gant e guerent. An eil, penos an Otrou-Doue a bunisse ar pec'hejou pere ne vijent qet cometet c'hoas, mes pere a vele a vije cometet. Erroliou grossièr meurbet ebars en Doctoret al Lezen.

2. *Jesus a respontas dezo : N'en eo nac abalamour d'e bec'hejou, nac abalamour da bec'hejou e guerent, mes evit ma vezo guelet ennàn œuvrou an Otrou-Doue.* Ia, puissanç an Otrou-Doue a vezo hanaveet dre ar paour dal-se. Humilia a ray ar Pharisianet, confonti a ray o ol furnez, o c'hontraign a ray da viret ar zilanç. An dud paour hac afflijet a el da viana, dre o resinacion hac o faciantet, proculi gloar Doue, hac ober o zilvidiguez. Ar re a so ebars en abondanç, o deus an ol avantajou a gorf hac a speret, a dle dioüal da abusi eus ar madou-se, evit ne exerço qet an Otrou-Doue varnezo ar rigor demeus e venjanç.

3. *Ret eo ma rafen œuvrou an hini en eus va digacet, qeita ma zeo deiz; dont a ra an nos en peini den ne al ober netra. Qeita ma zòn ebars er bed, e zòn sclérijen ar bed.* Jesus a gomze demeus ar miracl e zê da ober, hà demeus ar maro a dleye da zouffr. Goude ar maro ne aller muy labourat; greomp bremàn èta ar pez a garfemp da vèza grêt neuze... Peseurt esperanç ne inspiras qet d'an den dal ar c'homzou-se demeus a Jesus? Selaouomp hac esperomp eveltàn, hac ec'h obtenfomp pep tra digant hor Zalver.

II. Poent.

Ar Vellaen.

1. *Goude beza comzet evelse, Jesus a gràn-chas var an douar hac a ras fanq gant e hâl; appliqa a ras neuzé ar fanq-se var daoulàgad an den dal.* Qement-màn ol a so misterius, hac a exerç ar feiz hac an oboissanç. Darn a gonsider an accion-màn evel un imach demeus a grouidiguez ar bed; darn-al demeus a Incarnacion ar Verb; real evel un imach demeus ar gomunion; real erfin evel un imach demeus an attach ous traou an douar, gant pere e zomp dallet.

2. *Neuze e lavaras dezàn : It d'en em voëlc'hi ebars en Pincin Siloë, a beini an hano a zinifi Cacet.* Hennes a so unan demeus

trugarecât demeus ar graçou hep niver en eus grêt deomp, hac evit goulen digantàn ar re a bere o eus ezom c'hoas, hac e zeó prest da ober deomp?

O va Zalver, accordit dìn ar zantimanchou qer just demeus an den guellêt-se en oc'h andret. Hep se ne zervichfe qet nemeur dìn beza recevet ar sclêrijen demeus ar feiz, rac coeza a rafen ebars en devalijen demeus ar pec'het. Grit ma profitìn demeus ar sclêrijen evit ober œuvrou mad, hac evit diarben an nos demeus ar maro, goude peini ne ouffen muy meritout ar gloar peini a brometit dìn. *Amen.*

CLXXXII. MEDITACION.

An dal guellêt presantet d'ar Pharisianet.

Yan. 9. 13-34.

I. Poent.

Intêrojet eo evit ar vech qenta.

1. „ Neuze e caçjont dirac ar Pharisianet „ an den-se peini a oa bet dal. Mes deiz ar „ Sabbat en evoa grêt Jesus ar fanq-se, hac en „ evoa digoret daoulagad an dal. En intêroji „ a rejont eta var ar fêçon m'en evoa recevet „ an uzach eus e zaoulagad. Respont a eure „ dezo : Laqet en eus fanq var va daoulagad, „ goelc'het em eus-e, hac e velàn sclêr. „ An affer a oa a gonseqanç evit Jesus pe a enep da Jesus. Ar miracl-se a alle ober calz a impression. Deiz ar Sabbat e voa bet grêt; ret e oa decida, hac én n'en eoa qet Jesus torret lezen ar repos ordrenet en deiz-se. Cundui a rêr eta an den guellêt dirac ar Pharisianet; en intêroji a reont. An inoçanç hac ar simplicite n'o deus qet aon rac ar c'hestionou. An den guellêt a lavar gant liberte ha sincerité : *Laqet en eus fanq var va daoulagad, en em voelc'het òn ebars er Pincin, evel ma voa comandet dìn, hac e velàn sclér.*

2. *Darn eus ar Pharisianet a lavaras : an den-se (Jesus) n'en eo qet abeurs Doue, pa ne vir qet ar Sabbat. Mes real a lavaras : penos ec'h al un den mechant ober ar seurt miraclou-se? Hac e voa division entreze.* Ar memes division en em gav c'hoas etre ar re a zouten pe a heuill an direlijion pe an heresi. Prest int da lavarat ha da zislavarat an traou ar muya dirêzon, qent eguet ma consantfent credi ar virione sclêr ha patant. Penos e

qav ar seurt mestrou-se qement a zisqibien?

3. *Lavarat a rejont eta c'hoas d'an dal: ha te, petra a lavares-te demeus an hini en eus digoret da zaoulagad?* Esperi a rent tenna digantàn ur gomz benac, a beini o devije profitet enep da Jesus. Evelse e clasqer c'hoas ambarrassi ar re a zouten ar Relijion hac an Ilis Catholiq, pe ebars an affèraou civil memes an inoçant, pa ve bolonte d'er c'hondaon injustamant. An den guellêt gant e fermete ordinal, *a responias: ur Profet eo.* Cetu aze hon exempl, mar bezomp intêrojet var ar Relijion, var an Ilis, var ar justiç.

II. Poent.

Intéroji a rêr tad ha mam an den guellêt.

1. *Mes ar Judevien ne gredjont qet e vije bet dal an den-se, hac e vije deut da velet sclêr, qen o devije grêt dont diraze e dad hac e vam, pere a intêrosjont, en ur lavarat: hac én eo hennes ho mab peini a lavarit beza ganet dal? Penos eta e vel bremàn sclêr?* Declaracion an den guellêt en evoa grêt impression var speret ar bobl. Ne voa qen moyen évit ar Pharisianet nemet nac'h ar miracl. Evit en ober gant un apparanç benac a virione, e

c'halvont tad ha mam an den bet dal; o intêroji a reont, evit caout ur rêzon benac da allout doueti demeus ar fêt; aoüalc'h e vije bet evit en disclêrya antieramant fos.

2. *An tad hac ar vam a respontas: gouzout a reomp penos eo hennes hor mab, ha penos e zeo bet ganet dal; mes ne ouzomp qet penos e vel bremàn sclêr, na piou en eus digoret e zaoulagad. Intérojit-àn e-unan, oad en eus, respont a ray evitàn e-unan. Comz a rent evelse, abalamour ma toujent ar Judevien.* Qerent an den guellêt n'o devoe qet ar gourach da respont ous ar guestion en antier; mes ar pez a lavarent a oa aoüalc'h evit assuri ar miracl. An aon rac jujamanchou an dud a ve bremàn calz nebeutoc'h pardonabl. Gouscoude an aon maleurus-se ha n'en eus qet grêt deomp ur vech benac, marteze alies, trahissa ar Relijion, ar virione, ha manqout d'ar pez a c'houlenne ar garantez dleet d'an nessa?

3. *Rac ar Judevien o devoa dija arrêtet entreze penos piou benac a hanavje Jesus evit ar C'hrist, a vije chasseet eus ar Sinagog.* Cetu dija eta ar Sinagog caledet ebars en he dallidiguez; cetu-hi disclêryet enep d'ar C'hrist, peini a dleje beza hanavezet ha disqeuzet d'ar

real. Mes ebars er miracl presant memes, he gourdrouzou hac he fulor ne zervichint nemet evit renta ar virione certen ha patant.

III. Poent.

Adintéroji a rêr an den guellét.

1. *Guervel a rejont eta un eil guech an den-se peini a voa bet dal, hac e lavarjont dezàn: rent gloar d'an Otrou-Doue; gouzout a reomp penos an den-se a so ur pec'her. Én a lavaras dezo: mar deo ur pec'her, ne oun qet; ar pez a ouzòn, eo penos e voan dal, ha bremàn e velàn sclér.* Mont a ra direct d'ar but, o tisclêrya ar miracl grêt en e faveur. Greomp ar memes tra evit ar c'hestionou a broposer en matier a feiz. Pa he deus comzet an Ilis, e tleer credi hac en em zoumeti. Pa glasqer ar virione, he c'hever dre an hent-se qer bêr, qer facil, gen assur. Pa glasqer difficulteou evit he c'huza, n'en eus moyen ebet evit finissa an disput.

2. *Lavarat a rejont c'hoas dezàn: petra en eus grêt did, ha penos en eus digoret da zaoulagad? Respont a eure dezo: en lavaret em eus deoc'h dija, hac er c'hlévet oc'h eus: perac oc'h eus-u c'hoant d'er c'hlévet ur vech*

al? C'hoant oc'h eus-u ive da veza e Zisqibien? Réy a rejont o mallos dezàn, hac e lavarjont: bez'te da-unan e Zisqib, evidomp, ni a so Disqibien Moyses. Orgouill ar Pharisianet a so qer piqet eus a fermete an den-se, ne allont pelloc'h dissimuli. Lança a reont en e enep an injuriou hac an drouc-pedennou. Pa o deus hanvet Moyses, e credont n'o deus ezom da lavarat qen. Mes Moyses o c'hondaon, pa ne gredont qet d'ar Messi peini en eus anoncet.

3. Ar Pharisianet a ajoutas. *Gouzout a reomp en eus comzet Doue ous Moyses; mes evit hemàn, ne ouzomp qet a belec'h e zeo.* O clévet ar c'homzou-se, côvessor J.-C. a zantas e gourach o cresqi, hac e lavaras dezo gant qement a rêzon evel a liberte: *Ha cetu aze just ar pez a so estranch, ne vouifac'h qet a belec'h e teu an den-se, hac en defe bet ar pouar da zigueri va daoulagad. Rac gouzout a reomp penos Doue ne exoç qet ar bec'herien, mes mar deu unan benac d'en henori ha da ober e volonte, hennes a so exocet gantàn. Abaoue ma zeo crouet ar bed, n'en eus clévet biscoas en defe den digoret daoulagad un den ganet dal. Ma ne vije qet an*

den-se digacet gant Doue, n'en devije qet ar pouar-se. An ol a oe souezet bras o velet gant peguement a nerz hac a furnez e comze an den-se. Biscoas ar Pharisianet ne oant bet qen humiliet; ne ouient dre beseurt termeniou exprima o c'holer. Maleurus, *a lavarjont dezàn: n'en out nemet pec'het adalec da c'hinidiguez; hac en em vellez da instrui ac'hanomp? Hac er chassejont.* Evelse e finissas an affer brasse, hac an assamble en em zeparas.

O dal eurus! chasseet oc'h demeus ur Sinagog condaonet, evit beza recevet en Ilis ar Messi; ar c'henta oc'h eus rentet testeni da Jesus dirac an tribunaliou; ar c'henta oc'h eus confontet e adversourien; ar c'henta e zoc'h bet milliguet abalamour dezàn. Goude un hevelep exempl, petra ne dleàn-me qet da ober? Grit, ô va Doue, ne vezin muy arêtet dre ar respet-humen, dre ar bresanç eus a dud ar bed, dre an aon rac an insultou, dre ar rigor eus ar bersecucionou. Grit m'en em disclêryin libramant evit ho Relijion, ha dre va c'homzou, ha dre va accionou. *Amen.*

Se

CLXXXIII. MEDITACION.

Jesus a instrui an Den Dal guellêt.
Yan. 9. 35-41.

I. Poent.

Jesus a rancontr an Den-se.

1. „Jesus o veza clêvet penos e voa bet chas„seet evelse, hac o veza er rancontret, e „lavaras dezàn: credi a rit-u en Mab Doue?„ Pebes madelez en J.-C.! Bepret e c'honeer en e zervich. Ur faveur a beini e rêr uzach vad, a denn faveuriou al brassoc'h. En hor badiziant, qent m'on devoa gallet ober netra evitàn, e zeus goulennet diganeomp eus e bers, ha ni a grede ennàn; adalec hor bugaleach e zeus bet disqet deomp credi, mes ma ve goulennet diganeomp hirio ha ni a gred, petra a respontfemp-ni? Bemdez e torromp Lezen Mab Doue; comz a reomp eus e Relijion evel tud hep feiz; asista a reomp en e Visteriou hep devocion; en em derc'hel a reomp en e bresanç hep respet: peguement a brofanacionou, a injuriou! Hac e credomp en Mab Doue!

2. An den-se *a respontas: Piou eo, Otrou,*

evit ma credìn ennàn? O peguer mad e voa disposet ar galon-se, peguen agreabl e voa da J.-C.! M'on devije ar memes disposicionou, e recevfemp hep dale ar sclêrijen. An dal ne voa qet tromplet en e esperanç. *Jesus a lavaras dezàn : en guelet oc'h eus, én e-unan a gomz ouzoc'h.* Piou a ouffe lavarat gant peseurt joa e voe transportet an Disqib neve dre an declaracion-se?

3. *Hac e lavaras : credi a ràn, Otrou; en em deurel a eure ous treid Jesus, hac en adoras.* E adoracion a voe interior, leun a feiz, an effet ous e feiz; exterior, leun a humilite, evel ma c'houlenne an objet demeus e feiz, ar gajite a Vab da Zoue ebars en hini da beini e rente homach; e adoracion a voe publiq, hep respet humen, en presanç ar bobl, ha memes dirac enemiet J.-C. Qement a brivilejou ha qement a fidelite a dle renta an den-se meurbet respectabl evidomp; guelet a reomp an accomplissamant demeus ar pez en devoa lavaret J.-C., penos an den-se a voa ganet dal, evit ma vije hanaveet ennàn œuvrou an Otrou-Doue. Peseurt homachou a rentomp-ni d'an Otrou-Doue? Hac én a el o receo en ur fêçon favorabl? Ne veritomp-ni qet qent e bunicion?

II. Poent.

Jesus a avertis ar bobl.

Deut òn, emezàn, ebars erbed, evit exerci ur varnidiguez, evit ma velo sclêr ar re a so dal, hac evit ma teuyo dal ar re a vel sclêr. Ar varnidiguez-se demeus ur vizericord infinit en qever darn, ha demeus ur bunicion terrubl en qever darn al a so bet exercet hac en em exerç c'hoas :

1. En qever ar Jentilet hac ar Judevien. Ar Jentilet anfoncet ebars en devalijen demeus an idolatriach, o deus recevet ar Messi hac ar sclêrijen eus an Aviel; hac ar Judevien, instruet gant Moyses hac ar Brofetet, testou eus a viraclou ar Messi, o deus refuset en receo, o deus-àn crucifiet, persecutet e Ilis, hac essêt he distruja adalec he c'homançamant.

2. En qever an nacionou differant abaoue ma zeo etablisset an Ilis. Darn a so antreet hac a antre c'hoas enni, evit beva gant ur burete hac ur ferveur pere a ra hor c'honfusion; darn al a abandon ar feiz, a zelaou mestrou hep mission, dre breferanç d'ar re a so roet dezo gant J.-C., da bere en eus prometet e asistanç ha pere en eus ordrenet da zelaou eveltàn e-unan.

3. En qever an dud humbl hac an dud orgouillus. An dud humbl, bian hac ignorant dirac o daoulagad o-unan, a guerz gant simplicite ebars er feiz, a hanav hac a gar an Otrou-Doue, a observ e Lezen, a zipris ar madou presant, a esper er madou eternel, hac a varv gant deliçou ebars en esperanç santel-se; ar re orgouillus, glorius eus o disqamant, o grandeur hac o madou, a ignorhent ar zilvidiguez, a neglich ar soign eus ô ene, n'o deus ententamant nemet evit madou ha divertissamanchou ar bed, hac a so insansibl ous ar madou eternel. O abym eus a jujamanchou an Otrou-Doue! Ne dallit qet ac'hanòn, ô Jesus, me peini a so savet en creiz qement a sclêrijennou, a bere em eus abuset qeit amzer! O pezit truez ous va dallidiguez. Digorit va daoulagad, evit ma velin ac'hanoc'h, ma hanevein, ma qarin ha ma observin ho polonte zantel, ma ignorin an traou al ol.

III. Poent.

Jesus a respont d'ar Pharisianet.

Certen Pharisianet pere a oa gantàn, o veza clévet ar c'homzou-se, a lavaras dezàn: ha ni a so ive eta dal ni hon-unan? Jesus

a respontas dezo: ma vijac'h dal, n'o pije qet a bec'het; mes bremàn pa lavarit: ni a vel sclér; ho pec'het a chom. Da lavarat eo, m'en em hanavjac'h qer dal evel ma zoc'h en effet, a clasqjac'h beza instruet, hac hep dale ne vijac'h muy nac ebars en errol, nac ebars er pec'het. Mes sonjal a rit ec'h ouzoc'h pep tra, ha ne aller disqi deoc'h netra a neve, abalamour da-ze, e chomfot bepret ebars en dallidiguez.

1. Ne c'houlennomp qet evel ar Pharisianet ha ni a so dal; mes hanaveomp gant humilite hon ignoranç var sujet hor passionou hac o suitou danjerus; var hor pec'hejou hac an necessite da ober pinijen; var hon obligacionou hac hor goal exemplou; var an amzer a beini e vezo ret renta cont; var misterion hor Zalver, hac ar stad eus hor c'honscianç; hon dallidiguez erfin en mil fêçon.

2. Mar on eus torret ur lezen benac dre un ignoranç peini ne allemp qet da gorrija; ebars en hor c'hôvessionou mar on eus grêt un omission benac hep hor fot, goude un examen suffisant; en qementse n'on eus qet a bec'het. An Otrou-Doue a hanav hor zempladurez, ha ne al ordren deomp netra impossubl.

3. Mes dioüallomp ous an dallidiguez obstinet enep d'ar sclerijen memes. Honnes eo bet dallidiguez ar Pharisianet pere o deus rezistet ous ar sclêrijen eus ar brofeciou hac ar miraclou; honnes eo dallidiguez ar Philosophet pere a rezist ous ar preuvennou eus ar revelacion; dallidiguez an heritiqet pere a rezist ous otorite an Ilis. Pec'het ar re-màn a chom, abalamour ne al qet beza escuzet dre an ignoranç; a chom, abalamour ma vezint obstinet betec ar maro; a chom erfin abalamour ma tremeno maleurusamant a raç da raç, ha ma vezo ar zourcen eus a bec'hejou hep niver.

Prezervit ac'hanòn, ô va Jesus, dious ar furnez fos-se peini a rent an den orgouillus hac amzent. Pardonit dìn va fec'hejou a ignoranç; accordit dìn ho sclêrijen evit o hanaveout, hac ho craç evit o detesti. Grit dìn clêvet en fonç va c'halon ar c'homzou consolant-màn : *An hini agomz ouzoc'h, eo Mab Doue.* O va ene, an hini a veles dindan ar speçou sacr, an hini a gomz ouzit interieuramant, eo Mab Doue memes, da Zoue, da Zalver : scuill daerou a joa, bez consumet a garantez evit un Doue qer bras, qer galloudus, hac er memes amzer qer mad ha qer dign da veza caret. *Amen.*

CLXXXIV. MEDITACION.

Jesus ar guir Bastor. Yan. 10. 1-5.

1. „ En guirione, en guirione, m'en lavar „ deoc'h : an hini ne antre qet dre an nor „ var an dênved, mes a bign dre ur plaç al, „ a so ul laer hac ur brigant. Mes an hini „ a antre dre an nor, hennes eo Pastor an „ dênved.„ Qerqent ha ma zeo en em bresantet J.-C. evit beza Pastor hon eneou, an ol dorojou, a so bet digoret dezàn. Ar brofeciou a so bet accomplisset en e c'hinidiguez, en e vuez, en e varo; ha goude Yan-Badezour en eus preparet an hent dezàn, en eus-àn anoncet ha disqeuzet; moez an Tad en eus-àn hanvet; ar Speret-Santel a so reposet varnezàn; ar miraclou o deus-àn heuillet dre ol, hac en eus otoriset e vission. Manq bras o devoa eta ar Pharisianet, pa ne hanaveent ur Pastor qer lejitim... Dre belec'h e zeo antreet qement a dromplerien ? N'en int qet antreet dre ar brofeciou hac ar miraclou, mes dre ar guevier, dre visionou hep preuven ebet, dre an armou, dre al liberte roet d'ar passionou, hac ispicial d'an ambicion ha d'an impurete. Penos

e creder comparaji ar re-se gant J.-C.? Nan, nan, n'en eus comparêson ebet da ober. Titrou J.-C. ne allont beza na nac'het nac imitet.

2. *Da hennes e tigor ar porzier, hac an dénved a gléo e voez : guervel a ra e zénved propr, pepini dre e hano, hac a ra dezo sortial. Ha goude m'en eus laqet e zénved propr ermès, e za aroc dezo, hac an dénved en heuill, abalamour ma hanaveont e voez.* J. C. a hanvas e Ebestel, a choazas e Zisqibien, a c'halvas un infinite a eneou pere en em laqas en e zervich. Galvet en eus ac'hanomp, roet en eus hon hano deomp ebars er Vadiziant. Adalec ar moment-se e zomp en renq e zênved; hanaout a ra ac'hanomp, sellet a ra ouzomp, hor c'harout a ra. Ar guir Bastor a guerz en penn e zênved. J.-C. en eus pratiqet ar c'henta qement en eus ordrenet deomp. Antreet eo ar c'henta ebars en hent eus ar vertu, ar binijen, ar baourente, ar baciantet. Ar c'henta en eus souffret, e zeo marvet, disqennet er bez, ressuscitet glorius, pignet triomphant en ên. Cetu pelec'h e cundu ac'hanomp, hac an hent en peini e tleomp en heuill. Ober a ra deomp clêvet e voez dre ar Scritur-Sacr, dre ar Bastoret,

dre al leoriou a zevocion, dre an inspiracionou mad. O guir Bastor eus va ene, peguer coupabl e vezìn-me, ma ne brofitàn qet eus a guement a voyenou a zilvidiguez!

3. *Mes ne heuillont qet un estranjour : er c'hontrol, tec'hel a reont dioutàn abalamour ne hanaveont qet moez an estranjourien.* Peguement a zênved, o hanaout moez J.-C., o deus-àn heuillet ebars en dezert, ebars er yun, el labouriou apostoliq, en humiliacionou, er souffrançou, en tourmanchou, bete var ar C'halvar ha var ar Groas, hac erfin betec an ên, en lec'h ma rënint gantàn eternelamant! Mes dious an estranjourien e pellaent gant horrol. Ur gomz enep d'ar feiz, enep d'an oboissanç dleet d'ar Bastoret lejitim, ur gomz enep d'ar garantez a oa aoüalc'h evit o zroubla, o sponta. Ar re a zelaou un trompler, n'en eo qet e voez a heuillont, mes moez o fassionou hac o c'halon ampoezonet. Pere a imitomp-ni?

Ne vezìn-me birviqen touchet na dre garantez ar Pastor divin peini a ya aroc din, na dre an exempl demeus ar re en heuill, na dre ar recompançou da bere e c'halv ac'hanòn? Ha me a vezo bepret lach, ha me a

chomo bepret varlerc'h? O Jesus, c'houi eo ar guir Bastor, ne zelaouin nemet ho moez, c'houi hepqen a heuillin. Instruit ac'hanòn en publiq hac en particulier, roit sclêrijen dìn ebars em doustançou, consolit ac'hanòn ebars em poaniou, sicourit ac'hanòn ebars em sempladurezou, cunduit ac'hanòn ebars en hent eus an eternite eurus. *Amen.*

CLXXXV. MEDITACION.

Jesus a so an Nor. Yan. 10. 6-10.

„JESUS o veza adresset dezo ar barabolen-se, „ ne gomprenjont netra ebars er pez a sinifie; „ lavarat a eure eta c'hoas dezo ebars en ur „ barabolen al : en guirione, en guirione, „ m'en lavar deoc'h : me a so an nor dre „ beini ec'h antre an dênved; qement a so „ bet aroc dìn a so laeron ha brigantet, hac „ an dênved n'o deus-e qet selaouet. Me eo „ an nor; mac'h antre unan benac dreisòn, „ e vezo salvet : antren ha sortial a ray, hac „ e cavo paturajou. Al laer ne deu nemet evit „ laeres, laza, hac evit col; mes me a so „ deut evit m'en devezo an dênved ar vuez „ ha gant abondanç. Appliqomp ar barabolen-màn d'hon ezomou.

1. Jesus a so an nor demeus ar feiz. Jesus a so an objet demeus an Testamant Ancien hac an Testamant Neve. Dre ar feiz ebars er Mediator divin-se hepqen, ec'h aller plijout da Zoue hac obteni ar boneur d'er possedi. Ar re o deus anoncet pe a anonç c'hoas un hent al, a so laeron; ous o zelaou ne gaver nemet ar maro. N'en em separomp qet eta dious Jesus hac ar Bastoret etabliset dre e otorite. Pep otorite al, hac e ve otorite ar Roue, otorite an ol Rouane ne el rêy nemet brigantet, muntrerien bleizy.

2. Jesus a so an nor demeus ar stad a dleomp da guemer. Mac'h antreomp dre Jesus, e qavimp mil vertu da bratiqa, hac ar c'hraç evit en ober. Betec ebars en hor poaniou hac en hon afflictionou e qavimp consolacion, abalamour ma vezimp soutenet gant an Otrou-Doue. Mac'h antreomp dre rêzoniou humen, dre ambicion, dre interest, dre impurete, da beseurt danjeriou ne vezimp-ni qet exposet? Privet eus ar sclêrijen a Jesus, ne allimp nemet en em egari; privet eus e nerz, ne allimp nemet beza fêzet, ha beza hon-unan en calz a fêçoniou, laeron ha brigantet.

3. Jesus a so an nor eus ar vuez eternel.

Ah! eno e màn an abondanç demeus ar vuez, an dreist-abondanç demeus an ol deliçou. Allas! pegoulz eta e vezo digoret dìn an nor-se demeus ar vuez eternel! O Jesus, pegoulz ho quelìn-me! Pegoulz ho possedìn-me, ô Pastor tener ha carantezus! Pegoulz e recevfot ho tânvad ebars er paturach celestiel, en lec'h n'en devezo muy netra da zouja, netra da zezirout!

Chasseit pel diouzìn, ô va Zalver, qement a ve capabl d'am zepari diouzoc'h; chasseit al laeron, ar brigantet-se pere a glasq buez ya ene; prezervit ac'hanòn dious o zromplerezou, difennit ac'hanòn ous o attaqou, ous o fulor! Conservit ac'hanòn ganeoc'h hac en ho qichen, qen a vezìn deoc'h ha ganeoc'h antieramant hac evit james. *Amen.*

CLXXXVI. MEDITACION.

Jesus ar Pastor mad. Yan. 10. 11-18.

I. Poent.

Jenerosite ar Pastor mad.

1. „ Me eo ar Pastor mad. Ar Pastor mad „ a ro e vuez evit e zênved. „ Ur mirer dênved a expos avichou e vuez evit o difen, mes

en em dioüal a ra ar muya ma zeo possubl. Pastor an eneou, J.-C., en em ro, evit o zovetât, d'an tourmanchou ar muya mezus hac ar muya cruel, da ur maro certen. Én eo ar Pastor mad dre excelanç, én a ro en guirione e vuez evit e zênved.

2. *Mes ar mirer goprêt, peini n'en eo qet Pastor, ous peini ne apparchant qet an dênved, ne vel qet qent ar bleiz o tont, ne abandon en zênved hac e tec'h; evelse ar bleiz o ravis, hac a zispen ar vanden.* Cetu aze an differanç a so entre ur Pastor mad hac un den goprêt. Mes peguement e zeo brassoc'h c'hoas an differanç entre ar Pastor mad-se hac ar Pastor eus hon eneou! Ar Pastor a zelivr e zênved dious ur maro tamporel; mes J.-C. a zelivr ac'hanomp dious ar maro eternel; hon lemel a ra digant an drouc-speret peini hon traine d'an ifern. Petra e vije bet an dud, petra e vijen bet va-unan, ô Pastor jenerus, ma n'o pije qet roet ho puez evidòn! Ur suppliç eternel a vije bet va fartach. Ur Pastor o telivra e zênved, ne ra nemet pellât ar maro, ne al qet conservi ar vuez dezo evit biqen; mes Jesus, o vervel evidomp, ne zelivr qet ac'hanomp hepqen dious ar maro eternel, mes

proculi a ra deomp ur vuez hep fin, ous hon renta dign eus ar barados. Ar pastor a evessa e zênved evit e avantach e-unan; erfin e servichont dezàn da vagadurez; c'houi, ô Jesus, n'en em vezurit qet demeus a guiq ho tênved, int eo en em vezur eus ho corf hac ho coad. Pebes mister! pebes abym! pebes carantez!

3. *An den goprêt a dec'h, abalamour ma zeo goprêt, ha n'en em laqa qet en poan eus an dénved* pere ne apparchantont qet outàn; mes ar Mestr pe e Vab en em expos, abalamour an dênved a so pe a vezo dezàn. Ni a so da J.-C., abalamour m'en eus hor c'hrouet, hac abalamour m'en eus hor prenet, o rêy e vuez evidomp. Peguer cre, peguer douç eo an eil titr-se, dre beini ec'h apparchantomp outàn! Peseurt carantez, peseurt soumission, peseurt confianç ne c'houlen qet diganeomp!

II. Poent.

Hanaoudeguez ar Pastor mad.

1. *Me a so ar Pastor mad hac a hanav va dénved.* J.-C. a hanav petra omp dre ar viç demeus hon natur, ha petra a ellomp beza dre an nerz eus ar c'hraç. Hanaout a ra an drouc hac ar vad a so ennomp, hon infideliteou

hac an efforchou a reomp evit plijout dezàn; guelet a ra hon ol accionou hac hor sonjezonou memes. Oh! peguement e tle ar refleccion-se ober deomp beza var eves, hon ancouraji, hor c'honsoli!

2. *Hanaout a ràn va dénved, ha va dénved a hanav ac'hanòn, evel va zad a hanav ac'hanòn hac e hanavcàn-me va zad, ha rèy a ràn va buez evit va dénved.* O peguer nobl eo an ideou-se! An tad hac ar mab en em hanav; cetu aze an imach demeus an anaoudeguez en eus J.-C. ac'hanomp, ha ni a J.-C. An eneou fidel en hanav, a hanav e c'hrandeur, e garantez, a hanav e c'hourc'hemennou, e gusuliou, e exemplou, e inclinacionou, hac en em ra dioute. Bemde e cresqont en e hanaoudeguez hac en e garantez. Ha me a so eus an niver-se? Allas! an dênved memes a gondaon ac'hanòn; hanaout a reont o fastor, ha me ne hanavcàn qet va hini.

3. *Beza em eus c'hoas dénved al pere n'en int qet eus ar vanden-màn; ret eo ive m'o digasfen, selaou a rint va moez, ha ne vezo nemet ur vanden hac ur Pastor.* Jesus a gomze eus ar Jentilet, comz a rê ac'hanomp, apparchanti a remp outàn, hon hanaout a rê; mes

ni a voa pel dious en hanaout ha clêvet e voez. Guelet a reomp accomplisset ar pez a anonç. Guelet a reomp an Ilis fennet dre ar bed ol, oc'h ober ur memes corf dindan ur chef invisibl peini a so ebars en ên, ha dindan ur chef visibl, e Viqel var an douar, ha Successour lejitim da S. Pêr, instituet gant J.-C. ebars er galite-se. Ar re eta ne maint muy en union gant ar Pab, a so separet dious ar Pastor, dious ar vanden uniq; n'en int nemet ur societe separet, branqou troc'het.

III. Poent.

Abalamour da-se e car va Zad ac'hanòn, abalamour ma roàn va buez evit he adqemer. Den n'he lam diganén, mes ac'hanòn va-unan he c'huittaàn, rac beza em eus ar pouar d'he c'huittât, ha beza em eus ar pouar d'he adqemer : hennes eo ar gourc'hemen em eus recevet digant va Zad.

1. Ebars en desseniou demeus an Otrou-Doue, ne allemp qet beza reconciliet gantàn, nemet satisfiet e vije d'e justiç; hac evit ma vije parfet ar satisfaccion, en eus deurvezet e varvje e Vab dre ur maro iffam ha cruel. Grêt en eus dezàn ar gourc'hemen a guementse; ha carout a ra e Vab, abalamour ma zeo bet oboissant

oboissant da un urz qer rigorius. Mes oc'h ordren dezàn rêy e vuez, ec'h ordren dezàn he adqemer, evit ma vije recompancet e oboissanç, hep diminui netra demeus a verit e zouffrançou. Pebes mister! pebes carantez! Doue a ordren d'e Vab mervel evidomp! Doue a gar e Vab abalamour ma zeo marvet evidomp! Ha ni hon eus ur galon, ma n'en omp qet ravisset a admiracion hac anflamet a garantez?

2. Ar mab a so antreet ebars en ol desseniou e Dad. Evel e Dad en eus deurveet e varvje evidomp, én en eus deurveet mervel evidomp; ar maro a so bet eus e goste parfetamant volonter, hac an effet pur eus e garantez. Puissanç e adversourien, maliç an diaoulou, crueldet ar vourrevien ne allent netra enep dezàn. En em livret eo d'ar maro evit hor pec'hejou, ha ressuscitet eo evit hor justificacion. J.-C. a so en em roet deomp en antier; e vuez, e varo, e resurreccion, e c'hloar, ol e zint evidomp.

3. Tleout a reomp carantez evit carantez, buez evit buez. Mar bezomp fidel d'an obligacion-se, hon devezo carantez an Tad, resurreccion ha gloar ar Mab. Evel memprou da J.-C., e zeo comandet deomp mervel ha ressuscita. Hor boneur eo accomplissa an daou

c'hourc'hemen-se. Mervel a rêr evit difen ar Prinç, ar vro; mervel a rêr naturelamant hac en punicion eus ar pec'het; mes ma ne varver qet er memes amzer evit oboissa da Zoue, en union gant J.-C., ar maro a so collet evidomp, ne recevimp qet ar gloar hac ar recompanç eus ar maro; mes mar marvomp en union gant J.-C., dre garantez evit Doue, e chomo ar frouez ganeomp ebars er vuez eternel.

O Pastor mad, peini oc'h eus deurveet mervel evidòn, petra a allàn da zezirout var an douar, nemet ar gloar hac ar boneur da vervel evidoc'h, evit rën eternelamant ganeoc'h. *Amen.*

CLXXXVII. MEDITACION.

Santimanchou ar Judevien var an discours hon eus meditet diveza. Yan. 10. 19-21.

1. „ CALZ anezo a lavare : possedet eo gant „ an drouc-speret, collet en eus ar rêzon; perac „ er zelaouit-hu ? „ Ar re-se, dallet dre o jujamanchou fos hac o fassionou, ne gomprenjont netra ebars en discours J.-C. Da viana m'o dije miret ar silanç, ne vijent qet bet qer condaonapl. Mes ar re a so ar muya dal, a se

ar c'henta o tecida, hac o pretanti rêy sclêrijen d'ar re a vel muyoc'h eguete. Evelse eta, ô va Zalver, e zoc'h bet trêtet gant an dud, en amzer memes m'o instruec'h var an dreist-muzur demeus ho carantez, ha var ar boneur a voac'h resolvet da broculi dezo.

2. *Ar real a lavare : n'en eo qet ar re-sè comzou un den possedet. An drouc-speret hac èn a el digueri daoulagad an dud dal?* Ar re-màn ne gomprenent qet discours Jesus; mes an den dal guellêt a voa eno, e vellaen a voa un espliqacion suffisant. O c'hortos muy a sclêrijen, fondet var ar miracl visibl, e credent en J.-C. peini a rê qer bras miraclou, hac a gomze gant qement a vajeste hac a zouçter. Nan, a lavarent gant rêzon, un den possedet ne rent qet ar guelet d'an dud dal. Penos n'en em rentas qet ar re guenta da ur refleccion qer leun a furnez ha da ur breuven qer sansibl? Er c'hontrol a êruas. Ar re guenta, hep gallout oppos nemet traou direzon, dre ar guevier, dre ar c'homplodou, dre an abus eus an otorite publiq, a deuas a benn eus o desseign; Jesus a oe victim, hac o vervel e roas e vuez evit e zênved, hervez e barabolen divin. Mes triompha a eure d'o

dro, hac ar virione, var refus ar Judevien, a oe recevet gant ar bed en antier. Bezit meulet, ô va Jesus, da veza reglet pep tra evit gloar ho Tad hac hor zilvidiguez.

3. Ar brofeciou accomplisset; ar miraclou grêt gant J.-C. ha dre e vertu gant an Ebestel, an Disqibien; ar Relijion etablisset ebars er bed ol; ar vanden uniq var an douar, composet eus an ol nacionou, unisset dindan ur memes chef, ha cunduet ebars er memes form abaoue ouspen seitec cant vloas, cetu aze preuvennou pere ne allont beza attaqet nemet gant tud dirêzon, antetet, esclavet d'ar pec'het ha d'o fassionou. Gouscoude ar pez a êruas etouez ar Judevien, hac a so êruet etouez pobliou pere o deus collet ar feiz, a êruo ebars er bed en antier. Ar guevier, ar c'homplodou, an otorite en em accordo evit col ar pez a chomo a dud just ha fidel var an douar. Mes evel resurreccion J.-C. a rentas ar virione triomphant, evelse ar resurreccion jeneral, a rêy d'an ol he hanaout, he adlaqao ebars en he ol otorite. Cetu amàn an differanç : goude resurreccion J.-C., rën ar virione a so bet douç ha libr; goude ar resurreccion jeneral e vezo rigorius ha forcet; hac ar rën-se a vezo punicion darn

ha recompanç darn-al. Ah! eurus neuze ar re o devezo credet!

Roit dìn, ô va Jesus, ur feiz ferm ha perseverant, evit, goude va maro, ma vezìn ebars er sclêrijen-se, dre beini ho Tad a hanav ac'hanoc'h hac ec'h hanaveit, c'houi, ho Tad, ma vevìn deus ar garantez dre beini ho Tad a gar ac'hanoc'h, abalamour ma zoc'h en em imolet evidomp. O carantez an Tad, ô carantez ar Mab, ô carantez ar Zent, salvet dre garantez an Tad hac ar Mab! O Speret-Santel, carantez an Tad hac ar Mab, c'houi peini a gonsumo an ol galonou ebars en ên, hac a ray anezo ol ur memes calon gant Doue, accordit dìn ur fulen demeus an tân sacr-se, evit ma tezirin hep-ces ar plaç a beoc'h en peini ne garìn nemet an hini a so marvet evidòn. *Amen.*

CLXXXVIII. MEDITACION.

Jesus a zébr e ti ur Pharisian, en pelec'h e vella un Hydropiq. Luc. 14. 1-14.

I. Poent.

Ar Garantez.

1. Jesus o veza quittêt ar guærìngrat a Jerusalem, en em retiras en Galilee evit instrui ar bobl,

hac ispicial e Ebestel. *Un deiz a Zabbat ec'h antreas e ti unan demeus ar principala Pharisianet, evit qemer e repas, hac ar re a voa eno en observe* evit guelet hac int ne gavjent qet un dra benac da repren en e gomzou pe en e accionou. Evidomp, observomp Jesus evit profita demeus e instruccionou, hac imita e vertuziou.

2. *Neuze en em bresantas dezàn un den coënvet. Ha Jesus ous en em adressi d'ar Scribet ha d'ar Pharisianet, a lavaras : hac én a so permetet guellât ur re benac deiz ar Sabbat? Hac e virjont ar zilanç.* Ar bobl en devije respontet êzet e voa permetet ober miraclou, prononç ur gomz evit guellât un den deiz ar Sabbat; mes an Doctoret, pe ne vouient petra da respont, pe ne gredjont qet, pe ne fellas qet dezo respont. Ar zilanç-se a voa an effet eus o zraitouriach hac o malignìte. Examinomp dirac Doue evit petra e viromp ar zilanç en calz a occazionou.

3. *Mes Jesus o qemer dorn an den-se, en guellaas hac en caças d'ar guær. Neuze e lavaras dezo : peini ac'hanoc'h, mar be coezet e azen pe e eujen ebars er punç, n'en ten qet qerqent, memes deiz ar Sabbat? Ha ne allent*

respont netra da guementse. An Doctoret confontet dre ar pez a rent o-unan evit o loëned, a voe c'hoas forcet da viret ar zilanç. Evelse ar re a vlam an œuvrou a garantez, a so confontet dre o c'hundu o-unan. En em glêm a reont e voar re douç ous ar real, en amzer ma pardonont pep tra dezo o-unan. Blam a reont an dispign evit an œuvrou mad, hac int ne espernont netra evit o divertissamanchou. Blam a reont al labouriou a zêl hac ar rigor eus ar binijen, hac e qemeront int o-unan muy a boan evit un interest temporel, evit o ambicion, evit o flijadurezou dishonest.

II. Poent.

An Humilite.

1. Jesus *a broposas ar Barabolen-màn d'ar re a voa conviet gantàn; rac remerqet en devoa penos e choasent ar plaçou qenta ous tol; lavarat a ras dezo eta : pa viot conviet da un eured, n'en em laqit qet er plaç qenta, gant aon n'en em gafe ur re benac muyoc'h considerapl eguedoc'h, ha ne deufe an hini en eus conviet ac'hanoc'h hac ar personach al-se, da lavarat deoc'h : roit plaç da hemàn, ha neuze e vec'h oblijet d'en em derc'hel gant mez ebars er plaç diveza. Mes pa*

viot conviet, it d'en em laqat er plaç diveza, evit pa êruo an hini en eus ho conviet, ma lavaro deoc'h : va mignon, savit huelloc'h, ha neuze e vezo ur sujet a c'hloar evidoc'h dirac ar re a so ous tol ganeoc'h. Rac piou benac en em zav a vezo izellét, ha piou benac en em izella, a vezo savet.

1. An humilite a dle regli hon accionou hac hor c'homzou. Examinomp ha ni a ra ar ar pez a ordren amàn J.-C. Penos en em gomportomp-ni? Penos en em visqomp-ni? Penos e recevomp-ni ar plaçou, ar c'hargou? Allas! etouez an dud memes, an orgouill a so punisset dre an humiliacion, ar gassoni hac an dispriz-anç; hac an humilite a so recompancet dre an henor, ar garantez hac an estim : petra vezo dirac Doue!... N'en omp-ni qet sujet d'en em veuli hon-unan, d'en em zevel dreist d'ar re-al? Qementse a so c'hoas opposet da lezennou ar bed, qercoulz ha da lezennou an Aviel, a so cos da galz a zisputou, a gassoniou, a vurmurou, a scandalou.

2. An humilite a dle regli hor zonjesonou en egard d'hon nessa. Sonjomp penos e zeus real dreist deomp, hac en compareson da bere n'en omp netra. En em estimout hon-unan

a so un dra indign, vil ha mezus. En em laqomp bepret eta ebars er plaç diveza ebars en hor zantimant, hac arretomp an orgouill-se peini a ra deomp qen alies ha qen injustamant qemer an hini qenta.

3. An humilite a dle regli hor zantimanchou en egard d'an Otrou-Doue. Intancion hor Zalver ebars er barabolen-màn eo ober deomp evita ar gonfusion eternel dleet d'an orgouill, ha meritout ar gloar solid a beini e vezo recompanset an humilite ebars er bed al. Dirac Doue eta ispicial e tleomp en em laqat ebars er renq diveza. Sonjomp penos real en hor plaç, gant ar graçou hon eus, a rafe guël eguedomp, ha ni en o flaç, gant ar zicour o deus, a rafe goas eguete.

III. Poent.

Al Larguentez.

1. *J.-C. a lavaras ive d'an hini en devoa en conviet : pa roit da leina pe da goania, ne gonviit nac ho mignonet, nac ho preudeur, nac ho qerent, nac oc'h amezeyen pinvidiq, gant aon n'o convifent d'o zro, ha ne ve honnes oc'h ol recompanç.* Mar conviomp dre ma zeo ar c'hustum, hon recompanç a vezo d'ar pella, receo ar memes honestis. Mar conviomp

dre interest, e zomp en risq da gaout tud ingrat. Mar conviomp dre vanite, e refomp mignonet a cher-vad, pere a zishanaveo ac'hanomp ebars en hon ezom, ha marteze a ray goab ac'hanomp en amzer memes ma jouissint demeus hon madelezou. Disqomp hirio gant J.-C. implija hor madou en ur fêçon muyoc'h profitabl ha muyoc'h henorabl.

2. *Mez pa rit ur fest, conviit ar beorien, an dud estropiet, an dud cam, an dud dal.* Ar Zent o deus heuillet ar guzul-se eus a J.-C.; re vras, Rouane o deus-àn pratiqet. Ma n'on eus qet ar gourach da gonvia ar beorien da zêbri ganeomp, da viana cassomp pe roomp an aluzen dezo. Ma hanaveomp hor guir interest, hon interest eternel, e timinuimp demeus hor vanite, e venajimp memes var hon necesser, evit caout peadra da zoulaji an dud ezomec.

3. *Hac e viot eurus abalámour n'o devezo qet ar voyen d'en renta deoc'h; rac recompancet e viot da resurreccion ar re just.* Allas! ne zonjomp qet en deiz-se peini a gomanço an eternite. Petra a vezo neuze ar bed-màn? Petra a vezo hor madou, hon dispignou? Marteze e vezint collet evidomp, marteze e vezimp muyoc'h coupabl ha muyoc'h punisset abalamour dezo. Mes ar pez hon devezo roet d'ar beorien en em gavo hac a vezo rentet deomp. Penos? Piou a ouffe en imajina? Dre ur Banqet eternel, dre un eternite a c'hloar hac a zeliçou.

O va Doue, grit m'en em rentìn dign eus ar recompanç-se, dre ur garantez sincer ha desinteresset evit va breudeur. Disqit dìn ar guentel divin-se eus an humilite, peini ne aller da zisqi nemet ganeoc'h; grit dìn he c'harout hac he fratiqa. Muyoc'h clàn òn, ô va Jesus, evit an hidropiq peini oc'h eus guellêt en ti ar Pharisian. Guellait ac'hanòn dious va orgouill, va languis, va zempladurez; dious ar zec'het ardant-se evit madou, piijadurezou hac henoriou ar bed-màn, evit ma ellìn beza rassaziet ebars er môr a zeliçou en peini e zeo mezvet ho Sent ebars en eternite. *Amen.*

CLXXXIX. MEDITACION.

Parabolen ar re a so conviet da ur fest bras.

Luc. 14. 15-24.

I. Poent.

Eurusted an Én.

1. „ Unan demeus ar re a voa ous tol gant „ Jesus, o veza clêvet ar c'homzou-se, a lavaras

„ dezàn : eurus an hini en devezo lod ebars „ er fest en Rouantelez Doue ! „ Ia, mil ha mil guech eurus, rac ar bara a zêbro a vezo Doue memes, a beini e vezo rassaziet eternelamant. Cetu aze unan demeus ar pedennou bêr ha fervant pere a dlefe beza familier deomp, unan demeus an actou a garantez hac a esperanç pere a dleomp da oppos d'an ol danjeriou, d'an ol boaniou, d'an ol dentacionou eus ar vuez. Perac eta e zomp-ni qer simpl, trec'het gant ar charm fos eus ar madou hac ar blijadurezou? Abalamour ma collomp ar vel demeus an objet immortel demeus hon esperanç. Perac e vanq ar gourach deomp ebars en hor poaniou corporel ha spirituel? Abalamour mac'h ancouaomp ar boez imanç a c'hloar eternel peini a vije ar recompanç demeus hor victoriou. Qemeromp eta an habitud santel da lavarat gant un dezir ardant : *Eurus an hini en devezo lod ebars er fest en Rouantelez Doue !*

2. *Neuze Jesus a lavaras dezàn : un den a ras un deiz ur goan vras, da beini e convias calz a dud.* Pebes banqet en effet eo an hini a vezo roet d'an dud just en fin an deiz eus ar vuez-màn, hac en fin ar siecl presant ! Fest vras

en pep seurt fêçon ; bras dre an hini he ro, an Otrou-Doue ; bras dre ar plaç en peini e zeo roet, an ên ; bras dre ar galite hac an niver eus ar re a so conviet, bugale Doue, an Ælez, ar Zent eus an ol amzeriou, eus an ol nacionou ; bras dre an urz a rën eno, justiç Doue a verq ar plaçou ; bras dre an deliçou a dànvaer, ar vel, ar garantez, ar bossession eus a Zoue ; bras erfin dre ma pado qeit hac an Otrou-Doue, an eternite. Pebes eurusted, jouissa eus ar banqet-se ! Pebes dizesper evit ar re a vezo privet anezi dre o fot !

3. *Ha d'an heur a goan, e caças e zervicher da lavarat d'ar re a voa pedet dont, abalamour pep tra a voa prest; mes ol e comançjont, evel dre accord, d'en em excusi.* Dre hor Badiziant e zomp eus an dud conviet evit ar banqet celestiel ; an avertissamanchou d'en em disposi, d'en em renta, da zont, ne vanqont qet deomp ; hanaout a reomp an hent, ur vuez santel, recueillet ha christen. N'en omp-ni qet eus ar re en em excus ? Ne implijomp-ni qet ar memes digareou pere a implijont ? Examinomp-e.

II. Poent.

Digareou ar re a voa conviet.

1. *Ar c'henta a lavaras : prenet em eus un ti var ar mès, hac e zeo ret din mont d'er guelet, me ho ped d'am excusi.* Acquisita madou, en em zivertissa, cetu aze evit tud ar bed an afferaou pere a hanvont necesser, dious pere ne allont qet en em dispansi, pere a breferont d'o zilvidiguez, pere a ra dezo ancouât an ên, disprizout promessaou an Otrou-Doue, an avertissamanchou a ro dezo, e zollicitacionou ar muya tener, e c'hourdrouzou ar muya terrubl.

2. *An eil a lavaras : prenet em eus pemp coupladeujenet, hac e zàn dà approuv anezo; me ho ped, excusit ac'hanòn.* Eil seurt tud qer pel dious ar zilvidiguez evel ar re guenta. Penos o deffe amzer da labourat evit o zilvidiguez, o veza bepret accablet a zourciou hac a labouriou poanius evit antreteni o fossessionou, cresqi o madou hac o zrafiq? Penos e tezirfent an ên, o veza bepret pleguet ous an douar, hep hanaout qen interest, qen boneur nemet re an douar? Compren a rêr aoüalc'h penos an occupacionou pere a form

an daou zigare qenta n'en int qet condaonabl dreise o-unan; J.-C. a avertis ac'hanomp da zioüal ne vent evidomp, evel evit qement a real, ur zourcen a bec'hejou, un occasion a vanqamanchou, cos d'hor maleur eternel. Ret eo lavarat ar memes tra eus an drivet digare.

3. *Hac un al a lavaras : qemeret em eus ur vreg, ha ne allàn qet mont.* Un demezi lejitim n'en eo qet opposet d'ar zilvidiguez, hac a el memes beza ur voyen a zilvidiguez. Ar pez a so absolumant control d'ar zilvidiguez eo an demeziou en pere ne glasqer nemet contanti ar passionou; an affeccionou dilejitim ermès ar briedelez, hac ur vech benac en despet d'al liêzon sacr eus ar briedelez; an ol bec'hejou eus ar c'hig pere a zic'hrad an ene, hac a rent insupportabl evite ar zonjeson memes eus an ên. Ebars en habitud criminel-se ne chomer qet da c'houlen excus: lavarat a rêr a grenn ne aller qet en em renta d'ar c'honvi. Ah! tud maleurus, stag ouz ar bed, ous ar madou, ous ar blijadurezou brutal, peseurt echench a rit-u! Peseurt madou a gollit! En peseurt coler en em laqo an hini en eus ho conviet gant qement a vadelez; peseurt venjanç a denno eus ho tisprizançou! Ha

n'en eo qet ar memes digareou a vir ac'hanomp adalec ar vuez-màn da zêbri bara Rouantelez an êu, ar bara eus ar beden, a gomzou Doue, ar bara celestiel eus a Zacramant an Oter?

III. Poent.

Eus ar re a so galvet d'an êu.

1. *Ar zervicher o veza distro da di e vestr, a rapportas qementse ol dezàn. Neuze an tad a famill en em laqas en coler, hac a lavaras d'e zervicher : it pront ebars en placennou hac en ruyou qær, ha digacit amàn ar beorien, an dud estropiet, an dud dal, an dud cam.* Ar Scribet hac ar Pharisianet pere a glêve ar barabolen se, ne zonjent qet penos e voant ar re gonviet ar c'henta, penos e fachent an Otrou-Doue dre o excuzou, ha penos hep dale, en o flaç ar Jentilet a acquisitje an êu o credi en J.-C. Ar re vras, ar re binvidiq, al libertinet a refus mont d'ar banqet celestiel; credi a reont-y evit-se e chomo gollô an êu? Guelet a rint tud eus ar gomun, pere o deus disprizet, o qemer o flaçou hac o jouissa eus a zeliçou an eternite.

2. *Ar zervicher a lavaras dezàn goude : Otrou, ar pez ho poa ordrenet a so grêt, hac*

a so plaç c'hoas. Hac ar Mestr a lavaras dezàn : it ebars en hentchou a hed ar guirsyer, ha forcit da antren ar re a gafot, evit ma vezo carguet va zi. Ar c'hraç a el chench ar c'halonou, hep o c'hontraign, hac a ra dezo carout ar mad evit peini o devoa horrol diaguent. Dre ar beorien destumet en qær, ec'h aller entent ar Judevien eus ar gomun, pere en em gonvertissas, ha dre ar beorien destumet ebars en hentchou, ar bobl eus ar Jentilet. Ar barabolen-se a zisq deomp penos an êu a vezo carguet, penos ar re ne vezint qet salvet, ne allint en em guemer nemet oute o-unan, pa zint bet galvet alies hac en qenlies a fêçoniou. Mes pebes graçou n'o devezo qet ar re diveza da renta d'an tad a famill, ha peguer sansibl ne vezo qet o anaoudeguez vad epad an eternite!

3. *Mes me a lavar deoc'h penos hini eus ar re a so bet conviet, n'en devezo lod em fest.* Comzou meurbet terrubl ha meurbet consolant! Doue a so mad ha just e qever an ol. Ne al den en em glêm anezàn. N'en eus den daonet nemet dre e fot e-unan; n'en eus den hep beza recevet sicourion digant an Otrou-Doue evit nonpas beza daonet; Doue a fel dezàn sovetât

an ol; mes calz a rezist ous ar c'hraç hac en em daon o-unan. Doue a so leun a vizericord; en peseurt stad benac a infidelite hac a zallidiguez m'en em gafemp, hor galv c'hoas, hac en em zervich demeus an ol voyenou exterior hac interior evit trec'hi ar galeder demeus hor c'halonou. Evelse, bezomp var evez evit en em renta d'ar c'henta graçou; ha demeus ur c'hostez al esperomp bepret, respontomp ous ar graçou a ra deomp c'hoas, ha dioüallomp ne gundufe hon obstinacion ac'hanomp betec ar maro.

Allas! ô va Doue, n'em eus-me qet muy a lec'h evit den al ebet da gaout aon ne ven qet recevet en ho panqet celestiel? Imitet em eus an tri seurt tud-se pere a refuzas mont da fest an tad a famill. En em excuset òn, en em occupét òn a bep tra, sepet eus va zilvidiguez; alies em eus respontet penos ne allen qet miret da heuill va inclinacionou. Mes ebars em dallidiguez, pa voan dibourve eus an ol vadou spirituel, oc'h eus va galvet c'hoas, ha n'en on qet en em rentet. Erfin ebars en hent bras eus an ifern, dre ar guirsyer, da lavarat eo, devoret gant ar remorzou, e zòn bet evel oblijet da retorn ouzoc'h. Peseurt graçou ne dleàn-me qet deoc'h, ha petra a ve va c'hrim,

ma ne berseveifen qet en ho servich, ma en em rentfen c'hoas indign da antren ebars er banqet celestiel! Ah! respont a rìn ar rest eus va buez ous ho madelez, ous ho paciantet, ous ho mizericord. *Amen.*

CXC. MEDITACION.

Guir Disqib J.-C. Luc. 14. 25-27.

Guir Disqib J.-C. a dle :

1. Cassat e guerent. *Evel ma qerzè ur foul vras a bobl gant Jesus, e troas oute, hac e lavaras : mar deu unan benac davidòn ha ne gassa qet e dad hac e vam, e vreg hac e vugale, e vreudeur hac e c'hoarezet...* Ar c'homzou-se a sinifi nonpas e tlefemp ober na dezirout droug da zen, mes rezista gant courach ous piou benac en em oppos d'hor zilvidiguez, hac e ve an tosta eus hor c'herent, hor mignon, hor protector.

2. Cassât e ene. *Mar deu unan benac davidòn, ha ne gassa qet memes e ene, ne al qet beza va Zisqib.* Da lavarat eo, e ranqer beza prest da sacrifia nonpas hepqen ar c'homoditeou, ar repos, ar madou, mes ar vuez memes, qent eguet col ar feiz ha graç an Otrou-Doue; e zeo ret c'hoas brida ar passionou ar muya

violant, rezista ous an inclinacionou ar muya douç, derc'hel hor sqianchou ebars er strissa captivite, pellât gant horrol dious qement a el hor c'hundui d'ar pec'het.

3. *Douguen e groas. Ha piou benac ne zoug qet e groas.* Oh! peguement o deus he douguet dre ar suppliçou, ar binijennou, ar c'hlènvejou, ar c'halomniou, an injustiçou, an afflicçionou, ar bersecucionou! Peguement a zoug croasiou ar ponnerra ebars en servich ar bed? Peguer scànv eo hor c'hroas en comparêson d'ar re-se? Mar n'he dougomp qet gant ur resinacion barfet, mar murmuromp eus hor poan, mar clasqomp en em deliivra eus an nebeut hon eus da zouffr, ne hanavezo qet J.-C. ac'hanomp evit e Zisqibien.

4. Heuill J.-C. *Ha piou benac n'em heuill qet, ne al qet beza va Disqib.* Heuill J.-C. a so imita e vertuziou. Imitomp eta e burete, e humilite, e zouçter, e zêl, e baciantet e zilanç, e beden, e zoumission. Heuillomp-àn ispicial d'ar C'halvar, d'ar maro, d'ar bez, mar fel deomp en heuill d'ar Resurreccion ha d'ar gloar. Diganeoc'h, ô va Jesus, e c'hortozàn ar c'hraç da guittât pep tra, da zouffr pep tra evit oc'h heuill. Roit dìn an humilite evit renonç da vaniteou ar

bed ha dìn va-unan; grit dìn renonç da bep interest evit an traou perissabl, da bep avantach injust, da bep societe criminel, da bep occasion danjerus, da guement a gollìn dre injustiç an dud, dre ar maro, da guement a ouffe rêy scandal d'ar re sempl. Grit ne antreprenìn netra nemet hervez ho speret, ma souffrìn pep tra dre garantez evidoc'h. *Amen.*

CXCI. MEDITACION.

Parabolen an Tour a ve c'hoant da vatissa.
Luc. 14. 28-30.

„ PIOU eo an hini ac'hanoc'h peini, o fellout „ dezàn batissa un tour, ne sel qet aroc hac „ en peoc'h an dispign a vezo necesser, evit „ guelet hac én en eus peadra da êchui, gant „ aon, goude beza placet ar fondamant, ne „ alfe qet êchui, ha n'e deufe qement a velo „ qementse da ober goab anezàn, en ur la„ varet : an den-se en evoa comancet da va„ tissa, mes n'en eus qet gallet êchui. „

I. POENT.

Ar refleccionou a dleer da ober qent batissa.

1. Var ar grandeur eus an edific. Ne vanger qet d'o ober evit an traou temporel; mes o

neglija a rêr alies evit an traou spirituel. Greomp-e hirio, ha consideromp pere eo an obligacionou eus ar Gristeniach. En qalite a Gristenien e tleomp cundui ur vuez santel, exant a bec'hejou, leun a œuvrou mad hac a vertuziou. Cetu aze an tour huel a dleomp da vatissa, evit peini e tleomp labourat hep-ces, peini a dleomp da zevel betec an ên, o terc'hel da labourat betec ar maro.

2. Sonjomp penos evit accomplissa an obligacionou eus ar Gristeniach, e tle coustout deomp ar sacrifiç demeus hor speret, dre ur feiz humbl hac antier; ar sacrifiç demeus hor c'halon, dre ur renonçamant sincer d'an ol draou crouet, evit carout Doue evitàn e-unan, hac hon nessa eveldomp hon-unan, abalamour da Zoue; ar sacrifiç demeus hor passionou dre ur rezistanç cuntinuel; erfin ar sacrifiç demeus hor madou, hon reputacion hac hor buez, mar deo necesser evit gloar Doue hac ar Relijion.

3. Consideromp penos ac'hanomp hon-unan n'on eus netra, ne allomp netra, mes ec'h allomp pep tra ebars en hini a c'halv hac a greva ac'hanomp. E c'hraç ne vanqo qet deomp; greomp ganti ar pez a allomp, ha goulennomp

ar pez ne allomp qet. Doue ne c'houlen diganeomp nemet beilla ha pedi; én a fournisso ar rest evit êchui ar vatimant.

4. An edifiç a so bras, difficil, a c'houlen ul labour a hed hor buez. Mes an Otrou-Doue en em blich muy ebars en edifiç-se eguet ebars en Templou caera pere a zaver en e hano; an edifiç-se a so un desteni glorius eus ar buissanç hac an triomph a c'hraç J.-C. An edifiç-se a hoaranto ac'hanomp dious coler ha venjanç an Otrou-Doue, dious tân an ifern. Erfin an edifiç-se a zavo ac'hanomp betec an ên. Courach eta, ô va ene; comanç gant confianç, labour hep relach, ha mar en eus an adversour grêt ur brech benac dre da neglijanç, repar qerqent ar manq-se, ha labour gant un ardeur neve.

II. Poent.

Aon ne ouffet qet êchui.

1. Ar pez a dle inspira deomp un aon cuntinuel, eo an nombr bras eus ar re a abandon al labour goude beza comancet mat, ha memes goude beza savet huel an edifiç. Judas peini en evoa clêvet ar barabolen-màn, a voe ar c'henta exempl. Peguement a Gristenien o deus collet o c'henta inoçanç hep en em laqat en

poan d'he repari. Peguement a benitantet fervant en comançamant o c'honversion, a so retornet d'o dizurzou! Peguement a eneou touchet eus an Otrou-Doue, a Ecclesiastiqet, a Relijiuset, goude beza pratiqet hir-amzer an exerciçou demeus ar vuez interior, a so en em roet d'an dissipacionou, a so coezet ebars er stad clouar, ebars en droublien a gonsciançe, ebars en pec'hejou grevus, ebars en habitujou criminel. Ni hon-unan, petra hon eus-ni grêt, en peseurt stad en em gavomp-ni!

2. An aon ne dle qet mont re bel. Ret eo qerzat entre an aon hac an esperançe: douja bepret, esperi bepret. Ar re en em gol a dle hor sponta; ar re en em zoveta a dle hon ancouraji. Ar re n'o deus qet êchuet al labour, ne allont tamal nemet dezo o-unan, d'o lachete ha d'o maliç. Mes mar sellomp ous qement a Zent pere a so curunet ebars en ên, e velimp penos o deus trec'het gant ar c'hraç an ol difficulteou a oppose an drouc-speret d'o zilvidiguez. Ar memes graç a so offret deomp; imitomp o c'hourach, imploromp o intercession, hac esperomp caout lod en o recompançe.

3. An aon a dle renta ac'hanomp attantif, hac ober deomp goulen alies ouzomp hon-unan

evel S. Bernard, evit petra e zoc'h-u deut? Pa en em gavimp sempl ha fatiq, bezomp recours d'ar beden, gortozomp gant humilite sicour an Otrou-Doue; n'en eo qet dre hon nerz hon-unan, mes dre ol-c'halloud an Otrou-Doue ec'h allomp cuntinui hac êchui hon labour.

4. A lec'h al, arabat eo e ve oëzus hon aon. Calz o deus aon da veza daonet; mes ne reont netra evit en em brezervi dious ar maleur-se, ne guemeront precocion ebet. An aon a dle ober deomp antrepren pep tra, sacrifia pep tra, evita qement a ouffe distrêy ac'hanomp dious al labour hon eus comancet, en em neveât dre an orêzon, dre an examen a gonsciançe ebars en hon resolucionou.

III. Poent.

An disprizanç da beini e vezo exposet ar re n'o devezo qet êchuet al labour.

Gant piou e vezint dispriset hac insultet? 1. Gant ar re memes da bere o deus clasqet plijout, oc'h ober an droug hac oc'h abandoni ar vad. 2. Gant an drouc-sperejou, pere, goude beza o rentet o c'honsortet ebars er c'hrim, o guelo coezet ebars er memes maleur evelte. 3. Gant ar bayanet pere a rebecho dezo an

abus eus a guement a c'hraçou dre bere e vijent-y en em zovetêt, ma vijent bet accordet dezo. 4. Gant an ol dud daonet ebars en ifern.

Qementse ol, ô va Doue, ne vezo netra en comparêzon d'ar rebechou a ray dezàn e-unan an hini a vezo rentet ar victim demeus ar flamou eternel! O daerou, ô glac'har, ô dizesper! Ha me a el sonjal en ifern, hac en em glêm demeus ar pez em eus da zouffr var an douar? Ha me a el sonjal en ifern, ha caout c'hoant d'en em digouraji, da zistrêy d'ar bed ha d'ar pec'het? Nan, ô va Doue, ne abandonin muy al labour eus va zilvidiguez; soutenit va efforchou, evit mac'h êchuin erfat ar pez a antreprenàn dre oc'h urz ha dindan ho proteccion. *Amen.*

CXCII. MEDITACION.

Parabolen ur Roue en brezel ous ur Roue al.
Luc. 14. 31-35.

„ PIOU eo ar Roue peini, o falvezout dezàn „ mont da ober brezel da ur Roue al, na „ examin qet aroc en peoc'h hac en a so capabl „ da guerzat gant dec mil den enep da un „ enemi peini a avanç entreze hac en gant

„ uguent mil? Otramant e caç dezàn ambassa„ dourien, pa màn c'hoas a bel, hac e ra de„ zàn proposicionou a beoc'h. Evelse piou „ benac ac'hanoc'h ne renonç qet da guement „ a bossed, ne al qet beza va Disqib. An „ holen a so un dra vad; mes mar deu hep „ blaz, gant petra e vezo assêzonet? N'en eo „ mad nac evit an douar nac evit an teil, „ mes tolet e vezo ermès. „

I. POENT.

Sinificacion ar Barabolen.

Ebars en afferaou bras eus ar bed, evel ur brezel da zouten, ne antreprener netra hep beza examinet mad an demarch e zer da ober: evelse e tleer ebars er Gristeniach, ebars er stad a ve qemeret, hanaout hac accomplissa an obligacionou. Evit-se, eme J.-C., e ranqer renonç da guement a bosseder. Renonçamant a galon, absolumant necesser d'an ol Gristenien; renonçamant a effet pa c'houlen ar feiz, ar Relijion, ar justiç, ar stad a vuez en peini e vezer en em angajet. Guelomp ha ni a so guir Disqibien da J.-C. Ne jouissomp-ni qet eus hor madou gant orgouill, complesanç hac avariç? Ne refuzomp-ni qet partaji gant ar beorien? N'en omp-ni

qet re ardant evit acquisita, re sansibl ous ar c'hol pe ar profit? Ne guèmeromp-ni, ne viromp-ni netra injustamant? N'en omp-ni qet prest da vanqout d'on dever, da gometi ar c'hrim evit gonit pe gant aon da gol? Mar deo ar re-se hon disposicionou, J.-C. ne hanav qet ac'hanomp evit e Zisqibien.

II. Poent.

Brezel an Den gant an Drouc-Speret.

An drouc-speret eo ar roue ous peini hon eus da gombatti. An ifern en antier a so dindan e gomandamant, ar bed a so en e zervich, caout a ra sicour betec ebars en hor c'halon, hac hor passionou a so bepret prest d'on trahissa. Ouspen, an drouc-speret a so attantif, fin, cos, traitour, furius. Peguer bras eo an nombr demeus ar re a so trec'het gant un adversour qer redoutabl! Peguement memes en em livr dezàn, a guèmer parti ebars en e droupou, a gombat dindan e anseignou! Demeus un tu al e veler Christenien fidel o c'honit varnezàn ar gloriussa victoriou. Ar re-se a so en eves ous e finesseou, a rezist gant fermete ous e efforchou. Derc'hel a reont o sqianchou en captivite, sacrifia a reont an objet ous o fassionou, custumet o deus o c'horf d'ar binijen,

o hanaout o zempladurez, o deus recours d'an Otrou-Doue dre bedennou fervant ha cuntinuel; dre evo ec'h obtenont graçou pere a rent certen o zriomph. En fin ar brezel, ur Rouantelez eternel a vezo recompanç ar re o devezo trec'het an drouc-speret, hac ur suppliç eternel a vezo punicion an dezertourien eus a vaximou ar Gristeniach.

O holen divlas, ô rêzoniou humen, ô furnez ar c'hig evit excusi al lachete eus ar re a abandon J.-C., da betra ho pezo servichet? Da viret da antren ebars en ên, ha da ober strinqa ebars er flamou eternel ar re a vezo bet tromplet dreizoc'h. *An hini en eus diouscouarn evit entent, ententit.* Ententit e Zalver ha meditit guirioneou qen important. Ia, ô Jesus, en em angajet òn da veza ho Tisqib; accomplissa a rin ar gondicionou, o pratiqa ar voyenou a zilvidiguez a bere an obligacion a so qen indispansabl evidòn. Roit dìn an nerz da zevel an edifiç eus an tour spirituel-se; sicourit ac'hanòn da drec'hi an drouc-speret, an tirant cruel-se eus va ene. Crevait ac'hanòn ebars en dezir a zantàn muy eguet biscoas da veza deoc'h hepqen ebars en amzer hac en eternite. *Amen.*

CXCIII. MEDITACION.

Parabolen an Dânvad egaret. Luc. 15. 1-7.

I. Poent.

Murmur ar Scribet hac ar Pharisianet.

1. « Mes ar Publicanet hac an dud a oal » vuez en em zalc'he en qichen Jesus evit en » selaou; hac an Doctoret eus al Lezen hac ar » Pharisianet a vurmure, en ur lavarat : an » den-se a ziguemer tud a oal vuez hac a zêbr » gante. » O madelez infinit, da betra ne expos qet ac'hanoc'h ho carantez evit ar bec'herien! mes supporti a rit pep tra evit o zilvidiguez. Petra a viro ac'hanòn eta da dostât ouzoc'h gant confianç? Cetu me en ho qichen prosternet ous ho treid. Comzit ouzin, ô va Doue! resolvet òn da oboissa deoc'h ar rest eus va buez.

Hac e proposas dezo ar Barabolen-màn : Ar Pharisianet hac an Doctoret eus al Lezen a rê demeus a vizericord Jesus ur rêzon evit en renta an objet demeus ar gassoni publiq. Jesus a respontas d'o c'hêmou, nonpas qement evit justifia e gundu, evel evit hon instrui. Dizolo a ra deomp an ol deneridiguez eus e galon,

inspira a ra an esperanç d'ar brassa pec'herien, disqi a ra deomp hon obligacionou, ober a ra deomp hanaout memes ar secrejou demeus an êu.

II. Poent.

Ar Pastor a glasq an Dânvad egaret.

Piou ac'hanoc'h o possedi cant a zênved, hac o veza collet unan, ne lèz qet ebars en dezert an naontec ha pêvar-uguent al, evit mont da glasq an hini a so collet, qen en efe er c'havet ?

1. Ar Pastor en em occup dre breferanç eus an dânvad collet. Cetu petra a ra c'hoas an Directoret mad eus an eneou, pere, mar en em bresant assambles tud just hac ur pec'her, a ro ar breferanç d'ar pec'her, en em briv eus ar gonsolacion a gavfent etouez an dud just, evit en em livra d'ar fatiq, d'an dic'hout a gaver o poursu un ene egaret.

2. Ar Pastor a glasq qen a gav e zânvad. O Pastor va ene, penevert ar berseveranç-se ous va c'hlasq, petra e vijen-me bremàn? Peguen alies em eus dispriset ho moez, e zòn tec'het aroc deoc'h evit chom en dizurzou. Mes netra n'en eus rebutet ac'hanoc'h, trec'het oc'h eus erfin va rezistançou, va c'havet oc'h

eus. Ne beris nemet ar re en em obstin da bellât diouzoc'h, hac a guendalc'h ebars en o obstinacion betec ar maro.

III. Poent.

Ar Pastor a gav an Dânvad egaret.

1. *Hac o veza er c'havet, en laqa gant joa var e ziouscoaz.* Qerqent ha ma rent ar pec'her an armou, ar rebechou, ar remorzou a finis; ar gonsciânç ne gomz muy nemet evit consoli... Ar Pastor ne lèz qet gant an dânvad ar boan da guerzat. Touchet ous er guelet simpl, en laqa var e ziouscoaz hac en doug da gaout ar vanden. Ur pec'her convertisset a so evel douguet dre ar c'hraç, ne gav netra dies... An declaracion eus e fotou, ar binijen a ra e gonsolacion. Ur pec'her convertisset a so ur sujet a joa evit J.-C., evit ar Zent eus an ên hac an douar, evitân e-unan. O joa santel, mil guech douçoc'h eguet ol joayou ar bed! O joa peini a gundu da ur joa infinit hac eternel!

2. *Hac o veza retornet d'e di, ec'h assembl vignonet hac e amezeyen, hac e lavar dezo: n em rejouissit ganen, abalamour m'am eus avet va dânvad peini a voa collet.* Ne gomz nac

nac eus ar morc'hed en devoa bet o veza collet e zânvad, nac eus ar fatiq en eus souffret ous en clasq, nac eus ar boan en eus bet ous en douguen; occupet eo, comz a ra hepqen eus ar joa a zant o veza en cavet. Ar zantimanchou-se a so naturel, ha n'en omp qet souezet demeus a rejouissanç ar Pastor gant e vignonet. Mes piou en devije comprenet, soupçonet e vije joa ar Pastor-se un imach demeus a joa an ên evit conversion ur pec'her? Ia, J.-C. a ajout : *Me lavar deoc'h penos e vezo muy a joa ebars en ên, abalamour da ur pec'her hepqen peini a ra pinijen, eguet abalamour da nontec ha pévar-uguent just pere n'o deus qet ezom a binijen.*

En assuri a rit deomp, ô va Zalver, hac en credi a rân : c'houi a so en em disqeuzet deomp oc'h-unan ebars er Pastor-se; ha pa en em rejouissit eus a gonversion ur pec'her, penos n'en em rejouisfe qet an ên hac an dud just var an douar? O peguen admirabl eo ar virione-se! Peguer consolant eo hac evit ar re a labour da gonvertissa ar bec'herien, hac evit ar pec'her peini en em gonvertis, hac evit an hini a so convertisset! Mar em eus bet ar boneur d'en em gonvertissa, ô va

Jesus, ne bermetit qet e teufen, dre an adfeill, da droubli ar joa em eus proculet deoc'h, ha da afflija a neve ho calon. Ah! qent mervel, ô Pastor mad, qent mervel, eguet ne êrufe ar maleur-se ganén. *Amen.*

CXCIV. MEDITACION.

Parabolen an Dram cavet. Luc. 15. 8-10.

„ Piou eo ar vreg, peini o caout dec dram „ hac o veza collet unan, ne alum qet ul „ lampr, hac o scuba an ti, n'he c'hlasq qet „ gan dilijanç, qen he defe he c'havet „?

1. J.-C. ebars er Barabolen-màn a ra deomp hanaout muvoc'h-muy an dreist-muzur demeus e vizericord en andret ar pec'her, evit hon douguen d'en em gonvertissa hon-unan, hac hon aucouraji da broculi, hervez hon stad, conversion ar real. Ur vadelez qer bras a zel eta pepini ac'hanomp, peguement e verit hor c'harantez! Varnòn he exercit, me oc'h eus caret evelse, ô va Jesus, pa voan adversour deoc'h; penos ne ven qet devoret a garantez evidoc'h, penos ec'h ouffen c'hoas oc'h offanci!

2. Al lampr alumet gant ar vreg-se a so un imach demeus ar feiz, peini a heuill dre-ol ar

pec'her. En troubli, er sponta a ra dre ar vel demeus ar maro, ar varn, ar flamou eus an ifern; ober a ra dezàn hanaout ar vanite eus ar bed hac e blijadurezou; ur vech al ur sclêrijen douç a zisqeuz dezàn J.-C. prest d'er pardoni, mar car en em gonvertissa. Ne sqniz qet an Otrou-Doue o presanti dezàn al lampr eus ar virióne. Maleur d'an hini peini, dre an niver eus e bec'hejou, e zacrilejou, e obstinacion, a so cazi deut a benn da laza ar sclêrijen importun-se evitàn. Ar vreg-se o scuba hac o fouilla gant ar brassa attancion, a represant an Otrou-Doue o vorc'hedi, o sponta ar pec'her betec ebars en e zebochou, ous en clasq en despet d'e zisprizançou ha d'e grimou hep niver. Pec'herien caledet bete vremàn, en em rentit d'an enclasqou tener eus ur Zalver qer leun a vizericord; n'en em obstinit qet da vervel ebars er pec'het, evit ne goezot qet entre daouarn ho Parner redoutabl, peini ne allo muy heuill nemet al Lezennou eus ur justiç rigorius. Pec'herien convertisset, rentit graçou immortel d'an Otrou-Doue peini, dre e vadelez infinit hac e baciantet, en eus trec'het ho rezistançou; qarit ha servichit-àn ar rest ho puez.

3. Ar pec'her peini en eus ar volonte d'en

em gonvertissa, evit caout an dram precius eus ar c'hraç en eus collet, a dle, dious an exempl eus ar vreg-se, qemer en e zorn al lampr eus a Lezen Doue, evit guelet en petra en eus pec'het enep da Zoue, enep d'e nessa, enep dezàn e-unan; scuba é di, lemel eus e galon peb affeccion ous ar pec'het, pep cassoni, pep yenien, renonç da bep goal occasion; repari ar scandal, restitui an henor, ar madou, en em reconcilia gant e enemiet, clasq e bec'hejou gant dilijanç, o c'hôvessât gant sincerite, ober ar binijennou gant fidelite.

4. Pastoret an Ilis a el guelet ebars er barabolen-man ar pez a dleont da ober evit caout o dênved collet; an obligacion en peini e maint da alumi al lampr eus ar feiz dre an instruccion, da scuba an ti o lemel ar scandal, hac erfin da glasq gant soign an dram collet.

5. Ar joa da veza cavet an dram. *Ha goude he beza cavet, ec'h assambl he mignonezed hac he amezeguezed, hac e lavar dezo : en em rejouissit ganén, abalamour n'am eus cavet an dram am boa collet. Me a lavar deoc'h penos evelseive e zeo ur joa vras etouez Ælez an Otrou-Doue, pa deu ur pec'her da ober pinijen.* Pec'herien, n'en em glêmit qet

demeus ar boan a gousto deoc'h en em gonvertissa; recompancet e viot dre ur joa peini ne al den da exprima. An ifern a scrijo, ar bed en em glêmo, an dud fal a vurmuro; mes ar joa a rëno ebars en ho calon c'houi; rën a ray ebars en Ilis hac en calon ho quir vignonet, en calon ho Pastor hac ho côvessour; rën a ray ebars en calon Jesus ho Salver, erfin etouez an Ælez memes.

Guir eo eta, ô habitantet eurus eus an ên, e qemerit interest ebars er pez a zel ac'hanomp; en em rejouissit eus hor c'honversion, eus hor perseveranç, eus hon œuvrou mad, eus a guement a reomp, eus a guement a el hon unissa ganeoc'h ebars er gloar. Ah! pegoulz en em gavimp-ni ganeoc'h evit meuli an Doue en eus hor c'hrouet, ar Zalver en eus hor prenet! O Sperejou carantezus, Gardianet fidel eus hon eneou, ô Sent pere a so bet var an douar, a bere calz a so bet pec'herien eveldomp, pedit evidomp-ni pere a so c'hoas ebars en danjeriou eus ar veach, evit ma parvenimp eveldoc'h d'ar porz eus an eternite eurus. *Amen.*

*

CXCV MEDITACION.

Parabolen ar Mab Prodig.

E zotiç o quittât e Dad hac e vro. Luc. 15. 11-13.

I. Poent.

Sortial a ra a di e Dad.

„Jesus a lavaras dezo c'hoas : un den en „ devoa daou vab, a bere ar yaouanqa a „ lavaras d'e dad : va zad, roit din ar pez „ a dle dont din eus ho madou. Hac an tad „ a bartajas dezo e vadou.„

An daou vreur-se a guemeras pepini ar pez a voa digoezet gantàn; mes n'en implisjont qet er memes fêçon. An hena a chomas gant e dad, o tisqeuz dezàn ar memes respet, ar memes oboissanç evel diaroc. An eil, qerqent ha ma voe mestr demeus ar pez en devoa goulennet gant qement a hast, en em zeparas dious e dad. Peseurt rêzon en devoa d'en em gomporti er fêçon-se? Rêzon ebet. Ha ni, peseurt rêzon hon eus bet da abandoni hon Doue, hor C'hrouer, hon Tad? Rêzon ebet.

1. Ar prodig ne allè qet en em glêm eus a garacter e dad. Ne voa nac un den rust, nac

avaricius, nac a oal humor; mes un tad douç, familier gant e vugale, o mignon, prest da accordi dezo ar pez a c'houlennent, evel ma veler dre ar gomplezanç gant peini e partajas e vadou var ar goulen eus e vab yaouanqa. Oh! penos sonjal quittât un tad qer tener? Mes, ô pec'her, Doue a voa muy eguet qementse ol en oc'h andret. Beza e voac'h e grouadur, e vuguel dre adopcion; beza en devoa evidoc'h ol garantez un tad, ol deneridiguez ur vam; ma vijac'h bet fidel dezàn, ec'h assure deoc'h ur Rouantelez, hac ur Rouantelez eternel. Hac un Tad qen tener, qen liberal, qer galloudus oc'h eus quittêt! Penos oc'h eus gallet en ober? Pebes dallidiguez, pebes ingrateri!

2. Ar Prodig ne alle qet en em glêm eus ar fêçon ma voa tretet en ti e dad. Hep en em laqat en poan a netra, e veve ebars en abondanç eus a guement a alle da zezirout lejitimamant. Ne alle biqen esperi beza guel. Ha c'houi, pec'her, petra a vanqe deoc'h en ti an Otrou-Doue? Guisqet eus e justiç, maguet eus e c'hraç hac e Zivinite memes, e voac'h ebars en abondanç demeus ar madou spirituel. Ordrenet en devoa ho Tad accordi deoc'h

qement ho pije goulennet; diarben a rê oc'h ezomou hac ho teziriou memes. Hac oc'h eus quittêt ti un Tad qer pinvidiq, un Tad qer jenerus! Penos oc'h eus gallet en em rezolvi d'en ober?

3. Ar Prodig ne alle qet en em glêm eus ar vuez a gunduet en ti e dad. Beva a rêt eno en peoc'h hac en union, en ur joa deread, en ur fêçon henorabl, estimet gant an ol. Ar vuez-se a voa bet diaguent leun a charm evit ar Prodig. Mes certen ideou a so antreet en e benn, hentet en eus mignonet, selaouet en eus o langach, guelet en eus o buez, clêvet en eus an histor eus o divertissamanchou; n'en eo muy ar memes den, pep tra a so chenchet evitàn. Ti e dad a baris dezàn ur prison, e bassionou a so jenet eno; beza sujet da un tad an tenera a so evitàn ur bec'h insupportabl; ar vel memes eus e dad, eus e vreur, o fêçon da veva, a so evitàn ur sujet a boan hac a zic'houd. Quittât an ti-se, ne vel qen moyen d'en em laqat en e êzamant. Dija e carfe beza ermès, ha n'en em gredo eurus nemet adalec an deiz ma vezo partiet. Neuze ne vezo muy a jenamant, a zoumission, mes liberte antier, boneur parfet. Cetu aze ar pez

a zal ar Prodig, hac a ra dezàn quittât ar guella eus an ol dadou. O pec'her, cetu aze petra oc'h eus grêt. Ar bec'h eus a zervich Doue peini ho poa douguet gant qement a joa, a charm hac a zeliçou; ar vuez qer douç en peini ne zoujêc'h nemet ar pec'het; ar beden, an offiçou, ar Zacramanchou en pere e qavec'h qement a gonsolacion; qementse ol a so deut poanius, insupportabl evidoc'h adalec m'oc'h eus selaouet inspiracionou ar bed, ar c'hig, an drouc-speret; credet oc'h eus penos pa n'en em gontraignjac'h muy, e cavjac'h al liberte, ar boneur. Sonjezon sot peini en eus grêt deoc'h quittât ho Tad, col oc'h ol joa, oc'h ol eurusted.

II. Poent.

Ar Prodig a guitta e Vro.

1. Qemer a ra ar gouarnamant eus e vadou, hac en bêr amzer e ra hanaout peseurt uzach en eus c'hoant da ober anezo. An hini a so comancet da bellât dious an Otrou-Doue, evit beva en liberte, a guerz hep dale a gamed bras ebars er viç; ar viç memes n'en eo muy un hent en peini e qerz, mes un abym en peini e coez en un tol.

2. Ma n'en devije qet ar Prodig guerzet e vadou, en devije tennet bep bloaz anezo ul

leve abondant; mes sourci en devije renqet da gaout, prezant en devije ranqet beza, pe da viana n'en devije qet gallet mont a bel nac evit hir amzer. Ur som bras a arc'hant var un dro a blichje d'e vanite, a charmje e zaoulagad. An arc'hant ne c'houlen qet a zourci bras, êzet eo da dransporti, ha gant an ac'hant e vezer êru mad dre-ol. Hasta a ra eta ar Prodig guerza e ol heritach, meubl hac immeubl, ha sonjal aoüalc'h a rêr n'eo qet dies accordi gantàn. Sevel a ra ur som considerabl gant peini ne vanqo netra dezàn. Petra a represant deomp argundu dirêzon-se eus ar Mab Prodig? Represanti a ra an echench maleurus a ra ar pec'her eus ar vertuziou hervez ar feiz evit ar vertuziou hervez ar bed. Ar vertuziou hervez ar feiz eo heritach an den just; evit en conservi e renq caout un attancion cuntinuel, ober orêzon, tostât ous ar Zacramanchou, en em renonç, en em gastia, en em grucifia. Pa gomancer pellât dious an Otrou-Doue, e lezer ar maximou-se, hac e qemerer maximou ar bed, en em gontanter da veza tud honest hervez ar bed. Relijion en abreje, vertu comod, gant peini en em greder pinvidiq aoüalc'h, hac e tisprizer ar re a c'houlen ouspen.

3. O veza destumet ar produ eus e heritach e parti ar Prodig. Quittât a ra nonpas hepqen ti e dad, mes ur guær en peini en devije re a destou eus e gundu. Quittât a ra nonpas hepqen ar guær en peini e chome e dad, mes ar vro en pelec'h qerent pe mignonet o devije er jenet ebars en e blijadurezou. Mont a ra en ur vro al, nonpas en ur vro dost, ac'hane e vije gallet clêvet eus e guêlou ha rêy ur guelennadurez benac dezàn. Ah! peguement a boan a goust clasq beva tranqil ebars el libertinach! Calz nebeutoc'h a goust cundui ur vüez reglet ha devot. Mes coust-da-gousto, ar Prodig en eus comancet, ret eo dezàn mont betec ar fin. Partial a ra, qerzat a ra a zevechou bras, en em renta a ra en ur vro bel, elec'h biqen nac e dad, nac e guerent, nac e vignonet ne glêvint comz anezàn, elec'h ma jouisso en peoc'h demeus e voneur. Ha n'en eo qet evelse e zòn pellêt dious Doue dre va fec'hejou, em eus ancouêt e Lezen, e c'hourdrouzou, e bromessaou, e vadoberou? Quittêt em eus ar re o devije gallet rêy din ur guzul vad benac, evit heuill tud pere ne allent nemet va c'hol. Disprizet em eus qement a allet da zonjal ha da lavarat ac'hanon, evit en em livra hep remorz

d'am fassionou. Mes peseurt fin o deus bet an ol efforchou em eus grêt evit en em gontanti?

III. Poent.

Ar Prodig a zissip e ol vadou.

Mont a eure en ur vro bel, en pelec'h e tissipas e ol vad en debochou.

1. Cetu eta contant an den yaouanq-se, n'en eus muy den a zelfe ous e gundu, a rafe remontranç ebet dezàn. Mestr eo da implija, evel ma plijo gantàn, an arc'hant en eus tennet eus e heritach. Abusi a ra prest eus e liberte. Parissa a ra evel un den da beini ne vanq netra, hac evelse en em bresant dezàn mignonet ar seurt a verit. Festjou, divertissamanchou, debochou, cetu eno e occupacion nos ha deiz. E vignonet a gave mad qement a rê, er meuli a rent, ne voa den eveltàn. Mes mignonet libertin, n'en em garont qet nemeur an eil eguile, ha james n'en em estimont. Credi a aller penos consortet ar Prodig en disprize, a rê goab anezàn pa ne vije qet gante. C'houi en em fi var ar mignonet pere o deus tromplet ac'hanoc'h; credi a rit beza estimet dre moc'h eus ne beu toc'h a Relijion hac a vodesti eguet ar real; dre ma zoc'hinsolantoc'h en ho comzou hac en

oc'h oberou. Ah! ho mignonet er memes amzer mac'h approuvont oc'h excejou, n'o deus nemet disprizanç hac horrol evidoc'h.

2. Ar vuez a gundue ar Prodig ne badas qet pel. Hep dale e velas ar fin eus e arc'hant hac eus e voneur. Peguer fos eo ar blijadur a gaver o contanti ar passionou! Qerqent ha ma zeo tanvêt, e tisparis, hac e lêz ebars en ene ar remorzou ar muya c'hoero. N'en eus qen plijadur veritabl nemet an hini a gaver ebars er vertu; en tànva a rêr ebars en affliccion, ebars er c'hlenvet, en danjer ar maro, er moment diveza, hon heuill a ra betec ebars en eternite. Ar blijadur demeus ar passionou a abandon ac'hanomp ebars en ol occasionou-se, hac ar c'hrim peini e zeo coustet, a spont, a dourmant, hed ar vuez, a boursu ac'hanomp goude ar maro; evit en em chench en ur suppliç eternel.

3. An arc'hant a so disparisset, ha gantàn ar mignonet hac ar blijadurezou Ar Prodig en em vel abandonet dezàn e-unan ha d'ar refleccionou ar muya trist. Eurus m'o devije grêt dezàn retorn da gaout e dad! Mes peurgarga a ra ar muzur eus e vizer ous en em obstina enni. O pec'her, parvenet oc'h d'ar pez a glasqec'h, contantet oc'h eus ho passionou, jouisset oc'h

eus demeus an ol blijadurezou; mes plijadurezou tromplus; tremenet int, ha n'o deus lezet ganeoc'h nemet poan, dic'hout ha tristidiguez. Ah! ne imitit muy ar Mab Prodig; profitit eus ho qenta maleuriou evit retorn ous an Otrou-Doue, gant aon ne êrufe ganeoc'h real c'hoas brassoc'h, ous pere marteze ne ve qet a remed.

O va Doue, petra eo bet va dallidiguez oc'h abandoni ac'hanoc'h evit en em livra d'ar pec'het! Allas! petra a allàn da gaout o pellât diouzoc'h? Galvit, clasqit va ene, sovetait ac'hanòn, ô c'houi an tenera eus an ol Dadou! Rentit dìn ar joa hac ar boneur em eus collet dre ar pec'het; unissit ac'hanòn ganeoc'h dre liamou a garantez qer ferm, ne vezo capabl netra d'o zerri. *Amen.*

CXCVI. MEDITACION.

Maleur ar Mab Prodig ebars er vro bel.
Luc. 15. 14-16.

I. Poent.

Ar famin a rèn ebars er vro.

1. „ P'en devoe ar Mab Prodig dissipet e „ vad, e c'herruas ebars er vro-se ur famin „ rust, a beini en em zantas e-unan. „ Un

dra certen eo penos bro ar bec'herien a so desolet gant ar famin; n'en eus enni nemet tud faminet. An apparanç a so caer, ne gomzer nemet a zivertissamanchou; mes antreit ebars en calon unan benac eus an dud-se pere a zeblant beza qen eurus, hac e qavfot un den tourmantet nos-deiz gant deziriou poazidiq ha mezus, dre ur speret leun a vorc'hed, da beini e vanq bepret un dra benac evit beza contant.

2. Souezet e oar o velet an treinou a ra tud ar bed; darn a so en un dissipacion cuntinuel, darn al en em occup gant traou ar muya vèn; guelet a rit un den pinvidiq o labourat hepces evit cresqi e fortun, un den ambicius evit en em zevel, un den libertin evit clasq plijadurezou neve. Ah! devoret int gant ur famin peini ne allont qet memes da voderi. Ne lavaràn qet aoüalc'h: seul-vuy e clasqont en em rassazia, seul-gruelloc'h e teu o appetit. N'en eus nemet an Otrou-Doue a ouffe carga hor c'halon ha satisfia antieramant hon ene.

2. Ha ne gredit qet e ve pec'her ebet, mar en em obstin en e bec'het, a ouffe en em viret ous ar ravach eus ar famin. An hini en eus collet Doue, en eus collet peb tra. Da bion

en em adresso ar Prodig peini en em gav ebars en diveza mizer? Mont à ray-àn da gaout e vignonet? E maint ebars er memes extremité eveltàn; mes hac o dije moyen d'en zicour, e vijent insansibl ous e valeur. Retorn da gaout e dad, anzav e zireizamanchou gant humilité, n'en eus moyen al ebet. Mes elec'h qemer ur parti qer fur ha qen avantajus, e zeo determinet da risqâ tout. Marteze e chencho an amzer hac e touçao e gondicion. Fol esperanç, peini en tromplas; hac en eus collet qement à real!

II. Poent.

Ar Prodig en em laqa da zervicha.

1. *Mont à eure eta d'en em laqat en servich unan demeus à habitantet ar vro, peini en c'haças d'e verreri evit evessa ar moc'h.* O veza rezolvet da chom er vro en despet d'ar famin a beini e sante e-unan ar rigor, ar Prodig ne gavé muy nemet ur voyen da allout hasten e vuez. Goude beza guerzet tout, dissipet tout, e renqas en em verza e-unan, pe evit lavarat guël, en em rêy, en em ober esclav. An hini da beini en em roas, a oa un den pinvidiq, mes didruez. Ar pec'her en em rent esclav, da biou? D'ar pec'het, d'an diaoul, d'ar goal habitud.

Pebes

Pebes mestrou! n'en eus qet a galetoc'h; pebes esclavach! n'en eus qet a hini al mezussoc'h.

2. C'hoas ma n'en devije bet ar Mab Prodig nemet ur mestr da zervicha! Mes ebars er verreri da beini e voe cacet, e cavas qerlies a dirant evel a zen a voa eno. Ar pec'her a so sujet da ur viç dominant benac evel ar Prodig d'e vestr principal; mes dious m'en em bresant an occazion e coez ebars en ol bec'hejou. Mes, pec'her maleurus, pelec'h e ves cacet gant da vestrou? D'ar plaçou a zeboch pe a libertinach. Evit Templou an Otrou-Done; n'o hanavees muy, pe ne barisses enne nemet evit o frofani ha digaç enne ar scandal.

3. Mestr ar Prodig, ous en caç d'e verreri, ne roas dezàn qen qarg nemet da evessa ar moc'h. Pebes occupacion evit un den a famill! Mes petra ne rêr qet pa vanq ar bara? Izelloc'h ha mezussoc'h c'hoas eo condicion ar pec'her, ar passionou, ar c'hrimou, an drouc-sperejou: cetu aze al loëned vil da bere e sacrifi e repos, e zourci, e boan.

III. Poent.

Prest eo da vervel gant an naon.

1. *Deziret en devije carga e gôfeus armez a roet d'ar moc'h, mes en refus a rêt dezàn.*

Ous en em laqat da evessa moc'h, ne oa qet en gorto da veza maguet deliqat; mes esperi a rê da viana carga e gôf eus un dra benac. Cetu aze esperanç ar pec'her. Santout a ra penos en em dishenor o clasq contanti e bassionou; mes credi a ra penos o cedi gante betec ur certen poent, n'e yêlo qet izelloc'h, hac e vezo eurus ebars en e blijadurezou. Ah! ne hanav qet ar mestr da beini e zeo en em livret.

2. Ar vagadurez a roet d'ar Prodig, a oa qer nebeut capabl d'e gontanti, ma tezire caout lod eus an traou vil a zistribue d'ar moc'h. Imach spontus, mes veritabl demeus ar pec'her peini en em obstin ebars er pec'het. Eus an eil abym e coez en eguile; o clasq en em gontanti, en em dic'hrad hac e cresq e dourmant. An den lubriq-se fatiq, uzet gant an deboch, o veza distrujet e yec'het gant ar blijadurezou ar muya infam, ha n'en eo qet contant c'hoas? Peseurt famin en devor c'hoas? Ne gredfet qet en lavarat; horrerus eo en sonjal : qement a vel, qement a glêo, an ol loustoni en em gav ebars el leoriou, er ganaouennou, er portrejou, ebars en imajinacion ar muya ampoezonet; cetu petra e tezir, cetu gant petra e zeo tourmantet.

3. Magadurez ar moc'h a refuzet d'ar Prodig;

é vizer ne alle qet mont pelloc'h, hac e represant an dreist-muzur eus a valeur ar pec'her. Hemàn dic'hradet dre un habitud a hir amzer, n'en em glêm muy eus a lezen an Otrou-Doue nac eus a lezen ar gonscianc; pel a so ne zelaou nac an eil nac eben; en em glêm a ra demeus ur certen honestis a so c'hoas etouez an dud; en plaç an honestis-se e carfe guelet al liberte a so etouez al loëned; preferi a raje d'e gondicion hini ar chass hac ar moc'h; evelte e carje en em ruilla ebars er fanq hac el loustoni, evelte e carje beva ha mervel. Mes deziriou qen inutil evel ma zint infam. Ur C'hristen, un den hac én a el disqen qen izel-se? Piou en devije lavaret d'an den yaouanq, d'ar plac'h yaouanq-se, pa voant c'hoas tener a gonscianç, penos un deiz, evel camet ha camet, ec'h êrujent betec ar poent-se? Piou en devije lavaret d'ar Mab Prodig, pa c'houlennas e vadou digant e dad, e vije coezet en un hevelep extremite? Peguement a aon a dleer da gaout en em angaji ebars en hent ar pec'het! Mes hac e vet êru evel ar Prodig ebars en diveza excejou, eo arabat dizesperi. Ret eo er c'hontrel en em armi a gourach ha retorn da gaout an Otrou-Doue.

Ne bermetit qet, ô va Zalver, en em livrfen

d'an drouc-speret, e coezfen en un esclavach qer mezus, en peini ar pec'her, victim maleurus demeus e bassionou pere ne al qet memes da gontanti, en em dic'hrad, en em brecipit ebars en horreurussa mizer. Pebes mizer dija, ô va Doue, beza hep ho carout! Ne bermetit qet e coezfen biqen enni. Me a fel din beza deoc'h evit an amzer hac evit an eternite. *Amen.*

CXCVII. MEDITACION.

Ar retorn eus ar Prodig. Luc. 15. 17-20.

I. Poent.

E reflecciono.

„ O veza antreet ennân e-unan, e lavaras: „ peguement a zervicherien en ti va zad o deus „ bara en abondanç, ha me a varv amâ gant ar „ famin! Ar Prodig a antreas erfin ennân e-unan. Ar bec'herien n'er greont qet, hac hennes eo o maleur. Evita a reont qement a so capabl da ober impression varnezo. Mar deu ar c'hraç pe un accidant benac d'o avertissa, en em dissipont ha ne gonsideront netra; pe mar greont ur refleccion benac, o refleccionou a so qer lejer, n'en int qet capabl d'o zenna demeus o stad maleurus, pe e zint afflijant hac o dalc'hont,

pe o anfonçont memes ebars en dizurz. Ar Prodig a ras refleccionou serius ha profitapl.

1. Var an amzer dremenet. O comparaji e stad presant gant an hini en peini e voa bet en ti e dad, pebes differanç! Pebes differanç ive entre an droublien, ar morc'hed en pere e languis ar pec'her, hac ar peoc'h, ar joa a bere en devoa jouisset en servich an Otrou-Doue! Ac'hane an tadou hac ar vamou, ha qement a so carguet da zevel bugale, a dle compren peguen important eo o c'hustumi abret d'an devocion, inspira dezo carantez J.-C., ober dezo tanva peguen douç eo an Otrou-Doue. Goude beza bet elevet mad, hac o deffe ar maleur d'en em egari, eo certen penos n'en eus netra qen effedus evit o c'honvertissa, evel ar memor eus ar boneur o deus cavet ebars er Relijion. Ar re en em galed evit bepret, eo ordinal ar re pere n'en int bet biscoas guir Gristenien.

2. Var an amzer bresant. Dre ar pez en eus guelet ar Prodig en ti e dad, e sonch petra a so eno c'hoas. Comparaji a ra e stad presant nonpas gant an hini en peini e voa guechal e-unan, mes gant an hini en peini e mân servicherien e dad. Peguement a zervicherien

en ti va zad a so ebars en abondanç, ha me, e vab, a varv gant ar famin pel dioutàn! Ah! a dleomp da lavarat dious e exempl, peguement a eneou fidel, hep beza recevet qement a c'hraçou eveldòn, o deus horrol ous ar pec'het, a ra o zilvidiguez gant peoc'h ha gant joa; ha me goude qement a faveuriou, ha me galvet d'ar berfeccion, a languis ebars er pec'het; ne labouràn nemet evit en em gol!

3. Var an amzer da zont. Mar chomàn pelloc'h amàn, e vezo ret dìn mervel. Santout a ràn peguer dies eo dìn achap ac'han hac en em renta en ti va zad; mes qestion eo evidòn eus ar vuez, ne allàn qet deliberi. Ah! ma selfe ar pec'her ous ar maro, ous an ifern, ous an eternite, e lavarfe gant horrol outàn e-unan: maleurus! petra a zonjàn, petra a ràn-me? Mar chomàn ebars er c'hrim, e vezìn daonet! N'em eus marteze nemet an deiz-màn evit chench, marteze varc'hoas ne vezìn qet en buez! Mar differàn hirio, varc'hoas e falvezo dìn adare differi, gant fors differi e zìn betec ar maro, hac e vezìn entêret ebars en ifern! Ne chomìn muy en un danjer qer bras; coust-a-gousto, e fel dìn en em zovetât.

II. Poent.

Resolucionou ar Prodig.

1. *Sevel a rìn ha mont a rìn.* Perac e qemer ur rezolucion qer ferm? Guelet a ra peguer bras eo ar risq. Mes penos gallout achap hep beza arêtet? Penos sempl ha dibourve evel ma zeo, antrepren ur veach qen hir ha qer poanius? Penos en em bresanti dirac e dad, goude ar pez en eus grêt hac ar pez a so c'hoarvezet gantàn? Qementse tout ne ziminu netra eus a fermete ar Prodig ebars en e rezolucion. Amàn e zòn prest da vervel, sevel a rin eta, ne zellìn na petra vezo sonjet, na petra a vezo lavaret; en em exposi a rìn d'an ol difficulteou, supporti a rìn an ol fatiq, en em dreyna a rìn evel ma ellìn, mes mont a rìn bepret.

2. *Sevel a rìn ha mont a rìn da gaout va zad.* An hano eus e dad a dom e galon a garantez, a anim e gonfianç, a nevea e nerz. Mont a rìn da gaout va zad. Ne glasqìn qet a real evit comz evidòn, evit gout ha me a vezo recevet. Hanaout a ràn va zad, gouzout a ràn peguer tener eo e galon; me a so bet ur maleurus, mes madelez va zad n'en eo qet uzet c'hoas; va zad eo bepret, ha mont a rìn d'e gaout. Qemeromp ar memes santimanchou a

gonfianç; madelez an tad-se n'en eo nemet un imach demeus a vadelez infinit hon hini.

3. Oc'h abordi va zad ne glasqìn qet en em excuzi; *lavarat a rìn dezàn: va zad, pec'het em eus enep d'an én hac enep deoc'h.* Gallet en devije en em excuzi var e yaouanqis, var e vignonet, var ar goal aliou, ar goal exemplou; mes nan, ne accuz nemetàn e-unan, hanaout a ra an ol enormite demeus e fot, he detesti a ra, n'en eus qen escuz. Ne bretant qet diminui heritach e vreur; ne c'horto netra eus a vadou e dad; ne esper qet a faveuriou particulier, a familiarite eus e beurs, ne c'houlenno qet beza recevet na trêtet evel mab; supplia a ray e dad d'en qemer en renq e zervicherien, ha mar be exocet, en em estimo eurus. *N'en òn muy dign da vezà hanvet ho mab; roit dìn ur plaç etouez ho servicherien.* Ma rentfemp evelse justiç deomp hon-unan, ma ve reglet hor pretancionou var an anaoudeguez eus hor c'halon, var ar memor eus hor pec'hejou, n'en em glêmfemp a netra, hac hon humilite a denfe varnomp a bep seurt graçou. Mes beza qen orgouillus, qer sansibl goude qement a bec'hejou, cetu petra hon rent cazus ha d'an Oaou-Doue ha d'an dud.

III. Poent.

E Obereres.

1. *Hac o sevel, e yas da gaout e dad.* Qerqent ha m'en eus grêt e resolucion, en em laqa en hent. M'en devije differet, an nerz a vije marteze manqet dezàn, e vestrou o devije gallet e arêti; marteze biqen n'en devije guelet e dad. Oh! peguement a resolucionou a ve rentet inutil, en defot d'o beza accomplisset prontamant! Peguement a Gristenien a so en ifern gant resolucionou zantel, mes bepret differet! Comançomp eta hep qen dale.

2. Qerqent ha ma zeo partiet ar Prodig, an ide eus a di e dad en em bresant d'e speret, hac a garg e galon eus ur gourach neve; avanç a ra hep santout na poan, na danjer, hep qen occupacion nemet an esperanç da velet e dad, ha da allout en em strinqa ous e dreid. Partiomp ni hon-unan hep differi, qerqent ha m'or bezo grêt ar gamejou qenta ur joa secret a domo hor c'halon, hon ancourajo; santout a rimp e retornomp da gaout ar guella eus an ol dadou. Qerzat a rimp gant ardeur, disparissa a ray an difficulteou, caout a reomp hon tad.

3. Ar Prodig ne chench netra en desseign en

eus qemeret, ha ni, perac e chenchomp qement a boentchou qer necesser ebars er reglamant hon evoa rezolvet da heuill, e timinuomp bepret un dra benac eus ar pez hon evoa arêtet gant Doue? Bezomp fidel evel ar Prodig d'hon resolucionou, mar fel deomp beza diguemeret eveltàn.

O va Doue, retorn a ràn d'o caout hep differi, gant sincerite, gant confianç hac evit bepret. Ne bermetit qet e timinufe biqen an oezir hac ar gourach a inspirit dìn. Va mizer a so bras, va fec'hejou hep niver, mes ho madelez a so infinit. Ne zisprisfot qet ar sacrifiç a deuàn da ober deoc'h demeus ur galon contristet hac humiliet. *Amen.*

CXCVIII. MEDITACION.

Ar Prodig diguemeret gant e Dad.

Luc. 15. 20-24.

I. Poent.

E Dad a ya d'e rancontr gant madelez.

„ Evel ma voa c'hoas a bel, e dad en apper-
„ cevas, ha touchet a druez e redas d'e rancontr,
„ en em dolas ous e c'houg hac er briatas.„

1. E dad en guelas a ziabel hac en hanaveas.

Bepret en evoa sonjet, ha sonjal a rê bepret en e vab, cetu evit petra e voe ar c'henta ous e velet. Mes penos en hanaveas a ziabel en ur stad qer pitoyabl? Ne voe qet e zaoulagad mes e galon a ras dezàn en hanaout. O va Doue, ô va Zad, ho lagad a heuill ac'hanomp dre-ol, ha qerqent ha ma retornomp ouzoc'h, hon hanaveit evit ho pugale, n'oc'h eus evidomp nemet trugare.

2. E dad ous e velet a voe touchet a gompassion. O tad re dener, ancouêt oc'h eus-u gant peseurt presompcion e c'houlennas e heritach, gant peseurt disprizanç ho quittâs, gant peseurt ingrateri e pellâs diouzoc'h. Ne ouzoc'h-u qet penos ma vije en em zoutenet e fortun, m'en devije gallet memes en ur fêçon benac hasten e vuez, n'en devije qet sonjet ennoc'h, e voa rezolvet noc'h adguelje birviqen. An tad tener-se a ancouâ qement so tremenet; ne vel nemet ar stad presant eus e vab, truez en eus outàn, ne zonch nemet er zoulaji, en delivra. Pec'herien penitant, cetù aze ar zantimanchou a vadelez a gafot ebars en Doue a vizericord.

3. E dad a red var ben-hent dezàn. Da viana en devije gallet gortos ar mab penitant-se da dostât, dissimuli evit un amzer ar gom-

passion en evoa outàn, ober d'al libertin yaouanq-se compren peguement en evoa lec'h da veza drouc-contant eus e gundu. Ia, qementse tout a vije bet deread ebars en un tad eus ar bed-màn; mes J.-C. a fel dezàn ober deomp hanaout mizericord an Tad celestiel; ha madelezou an Tad celestiel a so qement dreist da vadelez an dud, evel ma zeo savet an êñ dreist d'an douar.

4. Tad ar Prodig en em dol ous e c'houg, en starda a ra entre e zivrec'h, er briata a ra gant an tenera santimanchou. Pebes testeniou, pebes assuranç a bardon! Guir benitantet, n'oc'h eus-u qet eprouvet ar merqou-se a vadelez aberz an Otrou-Doue? Lavarit deomp petra oc'h eus santet ebars er momentchou eurus en pere e zoc'h antreet en graç gantàn? Ar re ac'hanomp a so bet eus an nombr-se, a dle sonjal en o boneur gant ur zantimant bepret neve a garantez hac a hanaoudeguez vad.

II. Poent.

Ober a ra en guisqa en ur féçon henorapl.

1. *Hac e vab a lavaras dezàn : va zad, pec'het em eus enep d'an êñ hac enep deoc'h, ha n'en on muy dign da veza hanvet ho mab.*

Neuze an tad a lavaras d'e zervicherien : digacit prontamant ar zé gaera, ha guisqit-hi dezàn, laqit ur bizou var e viz, ha boutou en e dreid; digacit ive ha lazit al loë lard. Tad ar Prodig a gunduas gant hast e vab d'an ti; ar mab confus demeus un diguemer peini ne verite qet, a guemeras ar moment-se evit lavarat d'e dad gant ar sansipla glac'har : va zad, pec'het em eus enep d'an êñ, ha n'em eus escuz ebet dirazoc'h; ne veritàn muy an hano eus ho mab. E zê da lavarat ouspen, e zê da c'houlen ur plaç etouez an domestiqet, pa ordrenas an tad d'e ol domestiqet en em bressi da servicha e vab humiliet.

2. An domestiqet en em rejouis gant o mestr, hac a ra gant dilijanç qement en eus ordrenet. Qeita ma za darn da brepari ar repas, real a visq ar mab eurus-se eus an tad an tenera. O Mab Prodig, ha c'houi en em hanav? Pebes differanç entre an henoriou a renter deoc'h en ti ho tad, hac an disprizanç a so bet evidoc'h ebars er plaç a beini e zoc'h achapet! Da biou e tleit-u un hevelep chenchamant? D'ar guella eus an ol dadou.

3. O Tad a vizericord! ô Doue a bep consolacion, an ardeur eus ho carantez a repre-

zantit deomp amàn. Evelse en faveur ur pec'her convertisset, e laqit en mouvamant an ên hac an douar, ordren a rit d'ho ministret, d'oc'h Ælez visibl hac invisibl en servicha, en guisqa eus an traou preciussa. Ober a rit renta dezàn ar zê gaer eus e guenta inoçanç hac ar c'hraç santifiant. Ober a rit rêy dezàn ar bizou evit disqeuz penos e œuvrou a vezo dign eus ar renq huel da beini e zeo zavet, hac eus ar recompanç a zestinit d'ho pugale. Erfin e rit laqat ur boutou en e dreid, evit ma qerzo gant assuranç hep en em vlessa; ar pez a sinifi an avizou mad a so roet dezàn eus ho perz, ar soign a guemer eus e gundu e Æl-Gardien hac e gôvessour, ar resolucionou zantel a inspirit dezàn c'houi oc'h-unan, evit ma observo ho Lezen gant fidelite, fermete ha constanç.

III. Poent.

Banqet ha rejouissanç.

1. Tad ar Prodig en evoa grêt laza al loë lard ha prepari pep tra evit ar c'haera banqet. *Débromp, a lavare, ha greomp cher-vad; rac va mab a voa maro hac a so ressuscitet; collet e voa, hac e zeo cavet, hac e comançjont ar fest.*

2. O va Doue, petra oc'h eus-u deurveet da represanti deomp, o comz amàn demeus a rejouissançou an douar? Rêy deomp un ide demeus ar joa a so ebars en ên, hac ar goel a celebr an Ælez evit conversion ar pec'her.

3. Petra a sinifi ar repas manifiq ordrenet evit ar Prodig? Sinifia a ra ar banqet en eus prometet J.-C. d'e Ilis, hac en eus en effet instituet eviti. O banqet peini a so dreist d'ar pez a ellomp da lavarat, da zezirout ha da zonjal! O banqet en peini un den mortel a receo bara an Ælez, a zêbr Corf J.-C., a ev e hoad, en em vezur eus e Zivinite, hac en em assur eus ur vuez immortel! Da biou e zeo accordet ar faveuriou-se? Da ur pec'her convertisset, peini diaroc a voa esclav, paour, noaz, mizerabl, faminet betec dezirout magadurez ar moc'h.

O va Doue, mar doc'h terrubl en qever ar re a refus ober pinijen, e zoc'h qer mad ha qer trugarezus en qever ar re o deus ar gourach d'he ober. Qement o deus calonou a vugale, a gav ennoc'h ur galon a Dad. Roit din ar galon hac an hano glorius a vuguel, evit ma vezin dign da gaout ac'hanoc'h evit Tad. *Amen.*

CXCIX. MEDITACION.

Fin a Barabolen ar Mab Prodig.
Luc. 15. 25-32.

I. Poent.

Murmurou Breur ar Prodig.

1. „ Mes ar mab hena peini a voa ebars „ er parqou, a retornas, hac o veza tost d'an „ ti e clêvas ar musiq hac an dreus eus an „ divertissamanchou. Guervel a eure unan eus „ an domestiqet, hac e c'houlennas petra a „ voa qementse. „ Ne voa netra da lavarat var ar pez a c'houlenne ar mab-se. Mes ni peseurt guir hon eus d'en em informi petra a ra ar real ebars en o ziez? Perac credi tud pere a lavar ar pez ne ouzont qet, en em blich o troug-qemer, o troug-lavarat pep tra, a zebit ar pez a deu da zonch dezo ar muya fos hac ar muya malin?

2. *Ar zervicher a respontas dezàn: ho preur eo a so retornet, hac ho tad en eus grét laza al loë lard, abalamour m'en eus adguelet e vab en yec'het. Qementse a ras un despet vras d'ar mab hena, ha ne felle qet dezàn antre. Mes e dad a zortias evit en pedi da antre.*

antre. Pebes madelez ebars en tad-se! An dud just o deus da zioüal n'o defe despet o velet gant pebes madelez e trêt an Otrou-Doue ar bec'herien penitant; ne gondaonfent ar zêl gant peini ar guir vinistret a glasq ar pec'her, hac an douster gant peini en consolont pa zeo en em gonvertisset.

3. *Mes an hena o respont d'e dad, a lavaras dezàn: me a zervich ac'hanoc'h calz a vloaziou so, n'em eus biscoas dizoboisset deoc'h, ha biscoas noc'h eus roet din ur gaor vian evit en em divertissa gant va mignonet. Mes qerqent ha ma zeo retornet hemàn, peini en eus dispignet e ol vad gant graguez a oal vuez, oc'h eus grêt laza evitàn al loë lard.* Peguer c'hoêro eo ar c'homzou-se! Hac alies n'en eo qet douçoc'h hon discoursiou hon-unan var sujet hon nessa. Ne zonjomp qet penos ar pec'her-se a so hor breur, a el en em gonvertissa ha dont da veza ur Zant. Ne zonjomp qet penos en eus qeuz d'e zizurzou, e zeo marteze dija convertisset ha reconciliet gant Doue, hac e zeo guel eguedomp. En em laqomp bepret er renq diveza: an humilite a gonservo ar pris eus hon œuvrou mad, hac a breselo deomp ar peoc'h a galon.

II. Poent.

Avantajou an dud just.

Neuze e dad a lavaras dezàn : va mab, c'houi a so bepret ganen, ha qement am eus a so deoc'h; mes ret mad e voa ober ur fest hac en em rejouissa, abalamour ho preur a voa maro hac a so ressuscitet; collet e voa, hac e zeo cavet.

1. Doue a so Tad an dud just, hac un Tad leun a vadelez hac a zouçter. Breur ar Prodig a ra clêmou injust ha c'hoêro; e dad e lec'h facha, en em zervich evit en appezi eus ar rêzoniou ar muya touchant. Ho preur a voa maro, a voa collet. An Otrou-Doue a angach ar bec'herien da retorn outàn, hac ar re just d'en em burifia, ha da veza muyoc'h-muy fervant en e zervich.

2. An dud just a so bepret gant Doue dre ar c'hraç santifiant, dre ar memor eus e bresanç hac an dezir da blijout dezàn. Ebars er stad eurus, o accionou betec ar re gomuna, grêt evit gloar Doue hac offret dezàn, a verit ar vuez eternel, ha n'en eus nep moment inutil evite.

3. Ol vadou an Otrou-Doue a so dezo : madou an natur, madou ar c'hraç, madou ar gloar.

Doue e-unan a so o heritach, en possedi a reont; hac ebars en ên e jouissint anezàn parfetamant hac evit bepret. N'en em glêmomp qet eta abalamour ne zantomp qet ar gonsolacionou spirituel; perseveromp, hepqen, ha gonde hor maro e vezimp abimet ebars en deliçou. Pa en em gonvertis ur pec'her, pa zeo consolet, pa zeo carguet a joa, qemeromp lod ebars er goel; hon Tad a adcav ur buguel, ha ni ur breur, peini hep diminui hon heritach, a gresq ar boneur eus ar famill, hac a dle cresqi hor c'honsolacion hon-unan.

III. Poent.

Réfleccionou var gonversion ar pec'her.

Tad ar Prodig a lavar a benn diou vech: *Va mab a oa maro hac a so ressuscitet; collet e oa, hac e zeo cavet.*

1. Petra eo ar stad a bec'het? ur stad a varo, en peini an den a so privet eus an Otrou-Doue hac eus e c'hraç, peini eo buez an ene, evel ma zeo an ene buez ar c'horf. Ebars er stad-se e ol œuvrou a so maro, ha ne veritont recompanç ebet ebars en ên. Ma ve lamet eus ar bed-màn ebars er stad-se, e varo a ve eternel, dre ma ve eternelamant privet eus an Otrou-

Doue, hac ar victim eus e venjançou. Pebes stad! Piou a el sonjal ennàn hep horrol? Allas! peguement a so amàn ebars er stad maleurus-se! Goela a reomp maro hor c'herent hac hor mignonet; ah! goelomp qent maro hon ene, peini en pep moment a el beza chenchet en ur maro eternel.

2. Petra eo beza convertisset? Ur stad a resurreccion. Pebes joa evit un den achapet eus ur c'hlenvet en peini ne c'hortoze nemet ar maro! Peguement e vije c'hoas brassoc'h e joa ma vije bet maro en effet ha goude-se retornet d'ar vuez! Qementse n'en eo netra en comparêson d'ar c'hraç dre beini e zomp convertisset. Ar c'hraç-se a ressuscit ac'hanomp d'an Otrou-Doue, a rent deomp an ol guiriou eus an inoçanç, a assur deomp ar vuez eternel, mar perseveromp ebars er stad eurus-se. Gant peseurt carantez e tleomp trugarecât an hini en eus roet deomp ur seurt buez! Gant peseurt ferveur e tleomp en servicha! Gant peseurt attancion e tleomp conservi ur vuez qer precius!

3. Petra eo an adfeill? Ur follentez inconcevabl, un ingrateri horrerus. Petra en devije respontet ar Prodig d'e vestr, ma vije en em bresantet evit lavarat dezàn sevel dious tol e

dad, divisqa e zillad caer ha retorn da evessa ar moc'h? Ne zuppoze den e vije bet disqiant aoüalc'h evit consanti mont pelloc'h d'ar gondicion-se en peini en devoa bet qement a vizer. Petra eo hon dallidiguez-ni retorn d'ar stad a bec'het mil guech muyoc'h deplorabl eguet ne voe biscoas stad ar Prodig, ha retorn qer pront, qen êzet, qen alies! Ma vije bet capabl ar Prodig da ancouât e interest e-unan ha madelezou e dad betec en abandoni; c'hoas ma vije retornet da c'houlen un eil guech pardon digantàn, penos e sonjomp-ni e vije bet hac e tleje beza bet diguemeret? Ah! ne vuzuromp qet madelez an Otrou-Doue var hini an dud. Doue a so prest d'or pardoni qenlies guech ma retornimp outàn gant ur guir gontricion. Mes ar vadelez eus an Otrou-Doue, peini a so evidomp ar rêzon ar c'hreva d'en carout, ha ni a ray anezi un occasion d'en offanci? N'en em dromplomp qet: calz a so bremàn ar victimou eus o maliç hac o ingrateri. Calz, goude an adfeill, n'o deus qet bet an amzer d'en em gonvertissa; calz al n'o deus qet bet ar volonte d'en ober; calz al, o veza contractet ur goal habitud peini n'o devoa qet ar gourach da derri, o deus lavaret penos ne allent

muy en em gonvertissa; calz erfin, goude ur vuez partajet entre cô vessât ha retorn da bec'hi, n'o deus biscoas grêt ur guir binijen.

O va ene, trugareca an Otrou-Doue demeus ar graçou dreist-muzur en eus accordet dit; dioüal da abuzi anezo. Grit, ô va Doue, ma respontin gant fidelite ha constanç d'an immancite eus ho mizericord, evit m'am bezo lod un deiz ebars en immancite eus ho cloar. *Amen.*

CC. MEDITACION.

Parabolen ar Gouarner infidel, mes prudant.

Luc. 16. 1-9.

I. Poent.

E Brodigânç.

1. „Jesus a lavaras c'hoas d'e Zisqibien : un „ den pinvidiq en devoa ur Gouarner, peini „ a voe accuzet dirazân da veza prodiguet e va- „ dou. „ N'en ôn-me qet, allas, ar Gouarner infidel-se? Qement am eus a so diganeoc'h, ô va Doue! madou ar c'horf ha madou an ene, madou an natur ha madou ar c'hraç, buez, yec'het, speret, talanchou, pinvidiguezou, digniteou. C'houi a laqa qementse ol entre va daouarn, evit beza implijet hervez mac'h ordren ho Lezen

hac evit ho cloar. Mes an uzach am eus grêt bete vremân eus ho tonezonou a accuz ac'hanôn dirac ho Tron, hac a gui venjanç. Hanaout a rân va infidelite; en em humilia a rân en ho presanç, ha goulen a rân pardon.

2. Ar Mestr *en galvas, hae a lavaras dezân : petra a glêvân-me ac'hanoc'h?* En anzao a rân, ô va Doue, gant confusion, bete vremân n'em eus roet nemet sujet d'en em glêm ac'hanôn en peb oad, en pep lec'h, en pep stad, en pep condicion. Ho Lezen peini am eus torret, ho Relijion peini am eus disheneoret, ho craç peini am eus dispriset, ho Sacramanchou pere am eus dilezet pe brofanet, oc'h ol vadou a bere em eus abuset; va c'hom- zou, va accionou, dre bere em eus scandalizet va zuperioret, va inferioret, ar re a so egal dîn; an ên hac an douar a zao o moez evit va c'hondaon. N'em eus qen recours nemet ebars en ho mizericord. He implori a rân gant ur glac'har sincer evit an amzer dremenet, hac ur propos ferm evit an amzer da zont.

3. *Rentit cont eus ho couarnamant.* O den peini n'oc'h eus nemet un nebeut deiziou da dremen var an douar, ancouât a refot-hu bepret penos oc'h eus ur Mestr, da beini e

vezo ret deoc'h renta cont? Gortos a refot-ù ar moment diveza evit en em brepari d'ar gont-se eus ho puez en antier? Hac én a vezo an amzer d'he frepari, pa vezo ret he renta, pa vezo goulennet diganeoc'h gant an diveza rigor? Bezomp furoc'h, dalc'homp pep tra en urz, ne dremenomp deiz ebet hep examina ar stad demeus hor gouarnamant, evit repari var ar moment ar manqou a ouffemp da veza grêt dre hon neglijanç.

4. *Rac ne fel qet dìn e c'houarnfac'h pelloc'h va madou.* Êruout a ray un deiz, en peini e vezo lamet pep gouarnamant diganeomp, e vezimp divisqet a bep tra. Deut eo dija evit calz eus ar re hon eus hanaveet, dont a ray evidomp, ha pa vezo deut ur veoh, e vezo evit bepret. Ah! ne brofitimp-ni birviqen evit hor c'hundu demeus ur virione qer sansibl? Beva a rimp-ni bepret evel pa apparchantfe ar bed-màn ouzimp, evel pa ne dlefemp qet sortial eus ar bed-màn, evel pa ne dlefemp renta cont ebet eus ar fêçon m'or bezo bevet er bed-màn, evel pa ne dlefe qet un eternite a zuppliçou beza ar bunicion eus hon infidelite, pe un eternite a zeliçou beza ar recompanç eus hor fidelite!

II. Poent.

Prudanç ar Gouarner.

1. *Petra a rìn-me, a lavaras ennàn e-unan, pa lam va mestr diganén ar gouarnamant eus e vadou? Ne ouffen qet labourat an douar, ha mez em be o clasq va boüed. Gouzout a ràn petra a rìn, evit, pa vezìn bet lamet eus va c'harg, ma vezo tud pere a recevo ac'hanòn ebars en o zi. Ober a eure eta dont dirazàn pepini eus a zleourien e vestr, hac e lavaras d'an hini qenta: peguement a dleit-u d'am mestr? Respont a eure: cant barillad heol. Ar Gouarner a lavaras dezàn: qemerit oc'h obligacion, azeit, ha scrivit anter-cant. Neuze e lavaras da un al: ha c'houi, peguement a dleit-u? Respont a eure: cant muzur guiniz. Qemerit, a lavaras-àn, oc'h obligacion, ha scrivit pévar-uguent. Ar Mestr a veulas ar Gouarner infidel, abalamour ma voa en em gomportet gant adres.* Tud stag ous madou ha plijadurezou ar bed-màn, petra a refot-u evit effaci ho pec'hejou ha sovetât oc'h ene? Yun, en em gastia dre binijennou rust? N'oc'h eus qet ar gourach a guementse, na marteze an nerz. En em denn eus ar bed, parissa

en Ilisou hepqen, en em occupi eus ar beden hac an orêzon? Ar vuez-se a so qer differant dious an hini oc'h eus cunduet; ne ouffac'h qet en em ober diouti. He bien, an Otrou-Doue en eus compassion ous ho sempladurez, hac a fournis deoc'h aman ur voyen ezêtoc'h. O pardoni d'an dud an offançou o deus grêt deoc'h, en em acquittot eus ho tleou en qever an Otrou-Doue; oc'h ober an aluzen, e refot mignonet pere a recevo ac'hanoc'h ebars en ên. En qementse e viot prudant hep beza injust; heuill a refot bolonte ho Mestr, er memes amzer ma laqfot ho silvidiguez en assurançe.

2. *Rac bugale ar bed-man a so muyoc'h prudant ebars en o afferaou eguet ar vugale a sclêrijen.* Bugale ar bed eo ar re pere ne zonjont nemet er vuez bresant, n'en int occupet nemet eus ar pez a zel an douar. Ar vugale a sclêrijen, eo ar re a oar a so ur vuez al, a c'horto ar vuez eternel hac a labour evit o zilvidiguez. Oh! peguement e zeo prudantoc'h ar re guenta eguet ar real! N'o deus qet aon rac o foan, n'en em espernont en netra Hac a zourciou, a veachou, a ambarrassou! N'en eus netra hep poan, a lavaront. Ne fel dezo ignori netra demeus ar pez a el beza profitabl

evite: examina a reont, goulen a reont qelennadurez, intêroji, importuni a reont; gant se e mân o ol attancion. Mar manq ur voyen dezo, e clasqont hac ec'h essaont moyenou al. Evel ar Gouarner infidel, en em dennont en ur fêçon benac gant avantach, pe da viana hep col, eus ar falla afferaou. Allas! penos e zeo an dud-se qer prudant evit an douar, ha ni qer nebeut fur evit an ên! Ni a garfe e vije êzet pep tra, ne goustfe deomp na poan na labour. Bepret en em gredomp habil aoualc'h, hac e neglijomp absolumant disqi ar Relijion a beini alies ec'h ignoromp ar c'henta guirioneou. An distera goal fortun a zigourach ac'hanomp; dizesperi a reomp abalamour d'or fotou, d'or pec'hejou, d'on adfeillou; hac el lec'h sonjal penos repari an amzer dremenet ha qemer hor precocionou evit an amzer da zont, e zomp tentet da lezel tout, hac alies hon eus an imprudançe d'en ober en effet.

III. Poent.

Appliqacion eus ar Barabolen.

Ha me lavar deoc'h, eme J.-C., implijit ar madou injust evit ober mignonet, evit pa deufot da vanqout, ma recevint ac'hanoc'h ebars en Tabernaclou eternel.

1. N'en eo qet madou hon nessa a dleer da entent dre ar madou injust a bere e comz ar barabolen. Mar hon eus entre hon daouarn un dra benac eus a vadou hon nessa, e tleomp en renta d'e vestr, mar d'eo possubl en caout; ma ne gaver qet ar mestr, e tleer rêy an dra d'ar beorien pe d'an Ilis : qementse a so un obligacion rigorius. Mes imita a rimp ar Gouarner a beini e comz an Aviel, mar implijomp da ober mignonet ebars en ên, ar madou-se eus hor Mestr souveren, a bere e léz ganeomp ar gouarnamant evit ur certen amzer. Ar madou-se a so madou a injustiç, pe abalamour m'on eus-e acquisitet gant re a hast, oc'h implija evit se an amzer a dleomp da zervich an Otrou-Doue ha d'or zilvidiguez; pe abalamour m'o fossedomp gant re a affeccion, o refus ul lod anezo d'ar beorien; pe erfin abalamour d'ar goal uzach a reomp anezo, oc'h ober dezo servichout evit contanti hor passionou. Gant ar madou-se, e tleomp ober mignonet ebars en ên, qent ma teuyo ar maro d'o lemel diganeomp evit biqen:

2. Ar vignonet a ellomp da ober dre ar madou-se, eo ar beorien, qen dre vœu, qen dre necessite; an eneou eus ar purgator, ar Zent memes eus an ên, oc'h ober an aluzon evit o henori,

pe o contribui da orni o Ilisou, o oteriou, o imachou. Ezom hor bezo eus ar vignonet-se epad hor buez, evit obteni deomp graçou a gonversion, a gourach hac a ferveur; var hor maro, evit obteni deomp ar baciantet, ar resinacion hac ar berseverançe; goude hor maro, evit obteni hor zoulajamant hac hon delivrançe eus ar purgator. Beza o devezo ar pouar d'hon receo ebars en tabernaclou eternel, ebars en ên, ebars en demeurançe ar re eurus! O pouar an aluzon! ô pouar ar beorien! ô pouar ar Zent! ne gomprenimp-ni birviqen ar guir implich eus ar madou, an avantajou precius a brocuront d'ar re en em divisq anezo evit an ên?

Roit din ar c'hraç, ô va Doue, da zisprizout ar madou fos eus ar bed-màn, d'o gouarn gant furnez, d'o zacrifia gant joa dre garantez evidoc'h. Ne bermetit qet e ven dible, diavis, lach ebars en un affer a beini e tepant ho cloar ha va zilvidiguez, en amzer ma zeo bugale ar bed qen attantif, qer prudant, qer courajus evit o afferaou tamporel. Grit ma tisqin, dre ar pez a reont evite o-unan, ar pez a dleàn hac a zeziràn da ober evidoc'h. *Amen.*

*

CCI MEDITACION.

Certen maximou eus hor Zalver.

Luc. 16. 10-18.

I. Poent.

Maximou pere a adres d'e Zisqibien.

1. „ An hini a so fidel ebars en traou bian „ a so fidel ebars er re vras; hac an hini a „ so injust ebars en traou bian, a so ive injust „ ebars ar re vras. „ An ol a hanav ar virione eus maxim-màn. Penos en em drec'hfemp-ni ebars en traou bras, mar n'en em drec'homp qet ebars en traou bian? Ma ne allomp qet rezista ous ur venjanç, ous ur blijadur, ous un dentacion lijer, penos e rezistimp-ni pa vezo danjerussoc'h an occasion ha rustoc'h ar gombat? Sonjomp cuntinuelamant er virione-màn, unan eus ar re ar muya important ebars ar vuez spirituel.

2. *Ma n'en oc'h qet bet eta fidel ebars er madou tromplus, piou a fio ennoc'h ar guir vadou?* Ur ministr da J.-C. peini ne màn qet ermes a zoupçon var sujet an interest, n'en devezo birviqen confianç an dud fidel, nac

hini e vestr; ha piou benac a bossed injustamant pe gant re a attach madou an douar, a so incapabl da bossedi madou ar c'hraç ha madou an êu.

3. *Ma n'en oc'h qet bet fidel ebars en ur mad estranjour, piou a laqo ac'hanoc'h en possession demeus ar pez a so destinet deoc'h?* Ar madou, qen tamporel, qen spirituel, a bere hon eus ar jouissanç, ne apparchantont qet ouzomp; confiet hepqen e zint ennomp gant an Otrou-Doue. Mar o gouarnomp erfat, an êu a vezo hon recompanç, ha ne vezo muy lamet diganeomp. Mes piou en royo deomp, mar bezomp infidel ebars en hor gouarnamant?

4. *Nep servicher ne el servicha daou vestr; rac pe e cassao unan hac e caro eguile, pe en em stago ous unan, hac e tisprizo eguile. Ne allit qet servicha Doue hac an arc'hant.* Ar maxim-se a dleye beza pratiqet gant an Ebestel, hervez he ol etandu. O fonccionou ne allent qet en em accordi gant ar zourci a c'houlen madou an douar. An dud Apostoliq a dle rêy un attancion particulier d'ar memes guirione; ha pep Christen a dle laqat eves mad ne deufe ar soign a guemer eus e vadou tamporel, d'en distrêy dious ar zervich a dle d'an Otrou-Doue.

II. Poent.

Goapérez ar Pharisianet.

Ar Pharisianet pere a voa avaricius, a glêve Jesus o lavarat an traou-se ol, hac a ré goab anezàn. Ar Pharisianet a voa avaricius hac interesset; mes o comparaji o c'hundu gant ar maximou a roe Jesus d'e Zisqibien, o avariç a barisse muyoc'h cazus c'hoas. Evit en em justifia dirac daoulagad ar bobl, e voent impi aoüalc'h evit ober goab a Jesus hac eus e vaximou. Ar re a so sujet d'ar viçou al, en em hanav ordinal coupabl, pa glêvont o c'hondaon; mes ar re a so sujet d'an avariç, n'en em hanaveont qazi james. Ar soign da acquisita, da zestum, da verna madou, a baris bepret divlam; en tremen a rêr memes evit ur vertuz, ur brecocion indispansabl. Ober a rêr goap eus ar pez a glêver da lavarat contrel, ha ma ne gondaoner qet directamant an Aviel, e creder ne oar qet ive condaonet gant an Aviel. N'en em dromplomp qet gouscoude var ur poent a guer bras conseqanç.

III. Poent.

Maximou adresset gant J.-C. d'ar Pharisianet.

1. *Hac e lavaras dezo : ur soign bras oc'h eus da barissa just dirac an dud, mes Doue a vel fonç ho calonou.* Examinomp ha ni n'en omp qet en un dra benac hanval ous ar Pharisianet. Da betra e servich deomp beza sellet gant an dud evel Sent? Da betra e servich deomp en em drompla hon-unan? An Otrou-Doue a vel hor c'halon, ha dre ar galon e renqomp en em justifia dirac e zaoulagad.

2. *Rac ar pez a so bras dirac daoulagad an dud, a so en abominacion dirac Doue.* Pebes confusion evit an dud abuset dre ar maximou fos eus ar bed, pa vezo disparisset an diavez dindan peini en em guzent, ha pa ne chomo muy nemet an abominacion a oa guelet gant Doue hac a vezo dizoloet dirac daoulagad ar bed-ol! Neuze e chomo jujamant an Otrou-Doue, hac an ol grouadurien rêzonabl, an dud hac an Elez, ar Zent hac an dud daonet a zougo ar memes jujamant eveltàn.

3. *Al Lezen hac ar Brofetet a so bet bete Yan; abaoue an amzer-se Rouantelez Doue a so anoncet, ha pepini a exerç ur gontraign*

santel evit antren ennàn. Caer o devoa ar Pharisianet clasq en em otorisa dre al Lezen peini a espliqènt en o guis; d'al Lezen ancien e succede al Lezen eus an Aviel, muyoc'h santel ha muyoc'h parfet, da beini e voa ret credi hac obeissa. Mes al Lezen-se a so bet persecutet en personach Sant Yan, en personach J.-C., en personach an Ebestel hac ar Gristenien guenta. Allas! he fersecuti a rêr c'hoas, ha persecutet e vezo bepret gant an dud fal; mes en despet dezo e chomo bepret triomphant. Sonjomp e zomp dindan al Lezen zantel-se, hac e tleomp souffr pep tra èviti, en em renonç hon-unan, en em gontraign évit observi ar pez a ordren, hac obteni ar recompanç peini a bromet.

4. *Mes êzetoc'h eo e tremenfe an êu hac an douar, eguet e vanqfe ur poent hepqen eus al Lezen da veza accomplisset. Piou benac a zilez e vreg hac a eureuch un al, a gomet an aoüeltriach, ha piou benac a eureuch an hini a so bet chasseet gant he fried, a gomet an aoüeltriach.* An ol gourc'hemennou eus al Lezen ancien evit ar vuez vad, a so bed neveêt hac espliqet ebars en Aviel, pel dious beza distrujet, evel ma lavare ar Pharisianet. Hor

Zalver a hanav ar gourc'hemen peini a zifen an divors, peini a so ur poent eus e Lezen zantel. An douar hac an êu a dremeno; ar bed peini a zispris al Lezen, a dremeno; mes poent ebet eus al Lezen ne dremeno, hep ma vezo punisset an hini en devezo he zorret. Var ar virione-se e tleomp regli hor c'hundu.

Nan, ô va Zalver, hini eus ho Lezennou ne vezo distrujet. Douçait dre ho craç ar pez a baris re difficil d'on zempladurez. Pellait diouzìn al lachete-se dre beini e falfe dìn composi ganeoc'h, ha diminui un dra benac en ho courc'hemennou. Accordit dìn ar gourach necesser evit o observi, ous en em gombati va-unan dre ur renonçamant hac ur c'hontraign cuntinuel. *Amen.*

CCII. MEDITACION.

Ar falz Pinvidiq ha Lazar. Luc. 16. 19-22.

I. Poent.

Differanç entreze epad o buez.

„ Beza a oa un den pinvidiq, guisqet a scar-
„ leq hac a lin, peini en em drête bemde gant
„ magnifiçanç. Beza a oa ive ur paour hanvet La-
„ zar, gourveet ous e zor, goloet ol a c'houliou,

„ peini en devije deziret en em vezur eus ar „ bruzunennou a goeze dious tol ar Pinvidiq ; „ mes den n'o roe dezàn, hac ar chas a deue „ da lipat e c'houliou. „ Hor Zalver evit rêy muy a nerz d'ar pez en evoa lavaret var an uzach a dleer da ober eus ar madou, ha var an obligacion da veza diangach dioute, da viana a galon, a broposas ar barabolen-màn, peini a gompren ar guirioneou ar muya terrubl. Qestion eo eus a zaou zen meurbet differant an eil dious eguile. Unan a jouisse eus ur yec'het parfet, peini a antretene dre an ol blijadurezou, ar guisqamanchou caer, hac an ol cher-vad a elle da imajina. Eguile a oa goloet a c'houliou, hep caout qen soulajamant nemet an hini a roe dezàn ar chas, muyoc'h truezus eguet ar Pinvidiq, e gompagnunes hac e zervicherien.

II. Poent.

Differanç en heur ar maro.

Êruout a reont o daou en fin o buez, hac adalec ar moment-se cetu int egal. O maro cruel, laqat a res an ol dud var ar memes lignen, abalamour ma lames pep tra digante. Ne chom muy netra gant ar fals Pinvidiq demeus an deliçou en eus tanvêt; ne chom netra gant al Lazar paour eus ar vizer en eus anduret.

Ne chom gante nemet ar memor eus an amzer dremenet; hac ar zonjezon-se, peguer c'hoëro eo evit ar fals Pinvidiq, peguer douç evit ar paour Lazar! Lazar a vel ebars er maro, ar fin demeus e boaniou, mizericord an Otrou-Doue, hac ar recompanç peini en eus bepret esperet : ar falz Pinvidiq, ar fin demeus e blijadurezou, ha mar en eus feiz, justiç Doue hac e venjanç, ha ma n'en eus qet a Relijion, un incertenite cruel hac an dizesper. Ar paour Lazar, custum da zouffr, ha da offr e zouffrançou d'an Otrou-Doue, a zupport gant joa an anqenniou eus ar c'hlénvet peini a anonç dezàn e zelivranç eternel; ar falz Pinvidiq a zant ur galeder insupportabl ebars en poaniou pere n'en evoa anduret biscoas, ha ne gav consolacion ebet nac aheurs an dud, pere ne allont qet en diframa a dre divnec'h ar maro, nac aheurs ar Relijion, peini a zishanav betec e huanaden diveza. Ous peini e zomp-ni hanval? Petra eo hor buez? Petra a vezo hor maro? Peseurt uzach a reomp-ni eus a vadou hac a zrougou ar vuez-màn?

III. Poent.

Differanç goude ar maro.

Mes êruout a eurem ar vas ar Paour-se, ha ma noe douguet gant an Elez etoues bu-

gale Abraham; ar Pinvidiq a varvas ive, hac e voe entêret ebars en ifern. Ar paour-se, ous peini ne allet qet sellet hep horrol, a beini ar chas a lipe ar gouliou, cetu-àn servichet gant an Ælez ha rentet o c'hompagnon. Ar Pinvidiq barbar-se o quittât ar vuez-màn, a so sêzisset gant an diaoulou, a bere e zeo ar preiz hac ar victim. Pebes chenchamant! Ar Paour-se a so douguet gant an Ælez etoues bugale Abraham, evit jouissa gante eternelamant eus a bresanç Doue; ar Pinvidiq à so precipitet gant an drouc-sperejou, hac entêret ebars en abimou an ifern, evit souffr tourmanchou hep fin. Cetu aze an termen demeus ar pez a dremen er bed-màn, en pelec'h e veler an dud fal savet qen huel, hac an dud just humiliet ha grevet. Cetu ar scandal reparet, ar Brovidanç justifiet. Ni a felfe deomp e ve dizoloet hac accomplisset er bed-màn ol desseignou an Otrou-Doue. Allas! ne velomp nemet ar vuez bresant; ancouât a reomp penos an Otrou-Doue a rên ebars en eternite... Instruet eus a gondicion ene al Lazar, hac hini ar falz Pinvidiq, ha ni a zisprizo an entêramant simpl a rêr eus a gorf an hini qenta, ha ni a admiro an henoriou a renter da gorf eguile? Ra vezo

va c'horf entêret evel hini Lazar, ha va ene placet evel e hini. Evit ar falz Pinvidiq, da betra e servich dezàn an diveza pompad eus e c'hrandeur dremenet? E hano a so effacet eus al Leor a vuez, hac hini Lazar a vevo eternelamant. Deiz ar Varn-Jeneral, corf Lazar, disprizet epad e vuez ha goude e varo, a ressuscito glorius evit caout lod ebars en joayou e ene; ha corf ar falz Pinvidiq, goloet epad e vuez a visqamanchou precius hac a varbr goude e varo, a zortio eus e ludu vil hac abominabl, evit partaji an tourmanchou eternel da bere e zeo condaonet e ene. Petra e vezimpni hon-unan ebars en deiz bras-se?

O va Doue, grit m'en em rentin dign eus ar guir eurusted a beini e chouis ebars en ên ar Paour-se peini oc'h eus purifiet var an douar; peini oc'h eus delivret eus ar pez à hanver drougou ar bed-màn, hac a so en effet tenzoriou precius; peini a repos bremàn entre ho tiouvrec'h gant an ol dud just, hac a so carguet eus ur gonsolacion infinit. *Amen.*

CCIII. MEDITACION.

Tourmanchou ar fals Pinvidiq. Luc. 16. 23-26.

I. Poent.

Sonjal a so ur Barados.

„ Ar fals Pinvidiq o veza ebars en tourman-
„ chou, a zavas e zaoulagad, hac a velas a
„ bel Abraham, ha Lazar gantàn. „

1. Qeyta ma zomp er bed-màn, e sellomp pus an douar evit clasq hon eurusdet. Ar madou a bossedomp pe a esperomp, ar blijadurezou a danvaomp, a charm qement hor c'halonou, m'en em gontantfemp anezo evit bepret, hac e consantfemp tremen hep caout real. Petra benac ma santomp e zint vên hac incapabl da zatisfa d'on deziriou, peguement e zint vil ha mezus, peguement e zint troublet, penos un deiz e vezint lamet ol diganeomp; n'en eus netra capabl da ober deomp sevel hon daoulagad entreze an ên, ha sonjal en demeuranç-se a repos, a c'hloar hac a zeliçou immortel. Qen nebeut ar mizeriou, ar maleuriou, an infirmiteou eus ar vuez-màn, n'en int qet capabl da ober deomp sonjal e zeus ur

Barados, en peini ec'h allomp meritout hac obteni ur plaç. O dallidiguez! Gortos a rimp eta qen e vezimp ebars en ifern evit sonjal er Barados! Mes ar sonjezon-se a vezo neuze un tourmant ar brassa evidomp.

2. An hini a zonch bremàn en ên hac a labour evit en gonit, en guel a dost; entre en hac an objet eus e esperanç, n'en eus nemet un nebeut deiziou, pere a vezo tremenet hep dale. An esperanç memes a dosta an objet, hac a avanç ar bossession anezàn. Mes an den daonet en guel a ziabel, ne zonch ennàn nemet evel ebars er mad souveren collet gantàn evit james. O col, ô glac'har inconcevabl! Doue collet evidòn! Doue va C'hrouer, ar zourcen eus an ol vadou, peini ne lèz ganèn nemet tourmanchou, punicion just eus an ancouâ am eus grêt eus e Lezen, hac an disprizanç am eus bet evitàn.

3. An dud daonet a oar penos ar Barados a so occupet gant real; gant Lazar, gant tud pere o deus disprizet, insultet, calomniet, persecutet; gant tud eus ar memes stad hac ar memes condicion evelte, pere o devoa bet ar memes difficulteou, ar memes passionou, a voa en em gavet ebars er memes occasionou, mes pere o

devoa rezistet, a voa en em gontraignet; gant tud pere o devoa grêt qement hà marteze muy a bec'hejou, o devoa contractet ar memes habitujou, mes a voa en em gonvertisset gant sincerite, hac o devoa cunduet ur vuez penitant. Ah! m'am bije grêt ar memes tra, e vijen ebars er Barados, hac e zòn ebars en ifern!

II. Poent.

Santout a so un ifern.

Ar falz Pinvidiq *a grias : Tad Abraham, o pezit truez ouzìn, ha qacit Lazar evit ma trempo penn e viz ebars en dour ha ma tistano va zêod; rac tourmantet òn cruel ebars er flamou-màn.*

1. An tourmanchou cruella o deus invantet an tirantet; ar pez a so anqeniussa ebars en ol glénvejou, qementse ol n'eo netra en comparêzon da boaniou an ifern; poanion universel ebars er speret, ebars er galon, ebars en ene hac en he ol faculteou, ebars er c'horf hac en e ol zantimanchou; tourmanchou cuntinuel, hep interrupcion, hep diminucion, hep consolacion; erfin, tourmanchou eternel. Var an douar ar blijadurezou hac ar poaniou a so mesqet; ebars en ên n'en eus nemet plijadurezou, hac ebars en ifern n'en eus nemet poaniou.

2. Tan an ifern, dre beini ec'h exerç an Otrou-Doue e goler hac e venjanç, en eus qaliteou inconcevabl evidomp. En em staga a ra ous an eneou evel ous ar c'horfou; rêzonabl eo evit tourmanti muy pe nebeutoc'h dious an niver hac ar grevustet eus ar c'hrimou; en comparêzon dezàn, tân ar bed-màn n'en eo nemet un tân hep nerz; dêvi a ra hep consumi hac hep distruja, hep diminui hac hep mervel e-unan. Pec'her, reculi a rafac'h ma ve ret deoc'h tremen dre an tân evit mont da gaout an objet demeus ho passion, ha ne zonjit qet penos ho passion a gundu ac'hanoc'h d'an tân. Ah! aon oc'h eus rac an tân, ha ne zoujit qet an ifern!

3. Ur berad dour evit distàna va zêod. Ebars en ifern n'en eus muy a vizericord, a gonsolacion, a zoulajamant. An distera diminucion a boaniou, goulennet en graç, dezìret gant ardeur ebars en tourmanchou qen euzus, a so refuset absolumant. Ac'hane e sao ebars en calonou ar re daonet un arrach hac ur fulor pere ne aller qet da gompren. En em guemer a reont ous an Otrou-Doue, peini a garfent da zistruja, ous ar Zent, pere a garfent da zidrona; en em guemer a reont ous ar

c'hompagnonet eus o suppliçou, ous an diaoulou pere o deus o zentet, ous an debocherien pere o deus o zromplet, ous ar c'honsortet eus o dizurs, pere ô deus o hardiêt; en em guemer a reont oute o-unan, en em dizesperi a reont; carout a rafent en ur guir aneantissa an Otrou-Doue hac an ol grouadurien, en em aneantissa o-unan. Mes pep tra a rezist ous o deziriou dirêzon. Allas! a beseurt criou, a beseurt yuderezou e tandon cuntinuelamant ebars en abimou dôn-se! Peseurt demeuranç eo an ifern! O va Doue, ebars en ifern e zeo inutil implori ho mizericord; mes bremàn he imploràn. Ho pezit truez ouzìn, ô va Doue, ô va Zad, ô va C'hrouer, ô va Barner, ho pezit truez ouzìn; ne bermetit qet e coezfen ebars en abim horrerus-se, en peini ho plasfêmfen eternelamant! Hanaout a ràn penos em eus-àn meritet, ha penevert ho mizericord infinit e vijen dija ebars, ha ne vije muy a esperanç evidòn. Mes conservet oc'h eus dìn ar vuez hac an esperanç. Lezel a rit ganèn an dour eus ar binijen, evit en em oëlc'hi hac en em burifia; profita a rìn demeus ho mizericord, ha ne vevìn muy nemet evit disqeuz deoc'h va c'harantez; souffr a tìn gant joa an ol boaniou

a blijo ganeoc'h da zigaç dìn, o sonjal peguer lijer e zint en comparêzon da boaniou an ifern, pere em eus meritet qen alies.

III. Poent.

Comparaji ar madou hac an drougou eus an amzer gant re an eternite.

Abraham a respontas dezàn: Va Mab, ho pezit sonch penos oc'h eus recevet ho madou ebars en ho puez, ha Lazar er c'hontrol n'en eus bet nemet drougou. Bremàn e màn ebars er joa, ha c'houi a so ebars en tourmanchou.

1. Ia, an den daonet en eus sonch, ha ne al qet ancouât. Evit peseurt madou, e lavar dezàn e-unan, em eus collet ar Barados, hac e souffràn poaniou an ifern? Evit peseurt drougou Lazar a so exant a boaniou an ifern hac a jouis eus a vadou an êu? Ar madou o deus serret an êu ouzìn, ha digoret dìn an ifern; ne oant na pur, na bras, na capabl d'am c'hontanti, na padus. Cetu aze petra eo bet va fartach. Recevet em eus, ha ne recevìn muy nemet drougou cruel, dizesperus, cuntinuel hac hep fin. An drougou o deus serret an ifern ous Lazar ha digoret an êu dezân; ne oant qet devorus,

ne oant qet hep consolacion, hep interrupcion, hep esperanç. Cetu aze hepqen ar pez en eus souffret, ha ne zouffro muy; ne chom pelloc'h gantàn nemet ur gurunen a c'hloar immortel da zouguen; jouissa a ray eus a zeliçou inconcevabl hac eternel.

2. Oh! peguer dirèzon eo ar choaz em eus grêt! Bet em eus dirazòn ar pec'het gant e charmou fos, e blijadurezou vên, e vadou tromplus. Guelet em eus ar vertu gant he rigor, he zilanç, he faciantet, he furete, he modesti, he attancion. Guelet em eus ar re a bratiqe ar vertu bepret consolet, bepret contant, ha me va-unan a so bet, pa m'eus-hi pratiqet ur vech benac. Guelet em eus ar bec'herien bepret en morc'hed, en spont, ha me va-unan n'em eus cavet qen ebars em c'hrimou; hac evit ur blijadur dister, evit nonpas qemer ur boan lijer, em eus collet an êu, e zòn en em dolet ebars en ifern! O fulor! ô follentez! mes follentez i reparabl!

3. O velet ar madou fos en eus bet var an douar, evit pere e zeo refuzet dezàn an antre eus an êu hac e zeo accablet a dourmanchou ebars en ifern, an den daonet a lanço mil blasfêm enep d'an Otrou-Doue. Mes forcet e vezo

da drêy e fulor enep dezàn e-unan, ha da hanaout e zeo just e bunicion, daouest peguen terrubl eo. Ar gontantamant en eus cavet o pec'hi, ne voa netra enni e-unan; mes difennet e voa outàn gant an Otrou Souveren, dindan boan eus an ifern, mar he c'hemerje, ha gant promessa eus an êu, mar en em brivje anezi. Beza disprizet Lezen an Otrou-Doue, e bromessaou hac e c'hourdrouzou evit ur mad qen dister, a so ur c'hrim peini ne allo birviqen an ifern da effaci. Ar boan en em gav ebars er vertu n'e eo netra enni e-unan; mes souffret evit an Otrou-Doue var ar feiz eus e gomzou, e bromessaou hac e c'hourdrouzou, e zeo un homach dign eus an Otrou-Doue, hac e c'hrandeur a c'houlen ma ve recompancet eternelamant.

IV. Poent.

Beza assuret demeus a eternite ar poaniou.

Abraham a ajoutas : *Ouspen a so evit biqen un abim bras entre ni ha c'houi; ar re a felfe dezo tremen ac'han elec'h ma zoc'h, ne alfent qet, evel eus al lec'h en peini e zoc'h ne aller qet dont amàn.*

1. Poaniou an ifern ne vijent netra en comparêzon d'ar pez ma zint, ma tlefent finissa un

deiz, ha ne ve nemet goude sieclou ha millionou a sieclou. Ar pez a beurgarg ar muzur eus o rigor, eo an assuranç penos ne finissint birviqen. Dêvi bepret, hep james cessi. Bepret, james, cetu aze ar c'homzou terrubl a bere e tandon an ifern. Ar zonjezon-se bepret presant da speret àn den daonet, a ra ma souffr en pep moment an eternite en antier.

2. Un abim immanç a zepar ar re gollet dious ar re zalvet; ar joa da veza evitet an ifern a gresq boneur ha carantez ar Zent; mes peguen accablant n'en eo qet ar zonjezon opposet evit an den reprouvet. Ah! a lavar, int a so hac a vezo eternelamant ebars er joa; me a so hac a vezo eternelamant ebars en tourmanchou!

O eternite, ous peini e tostaàn en pep instant, m'am bije sonjet ennoc'h bete vremàn, nac a fotou em bije evitet, peguement em bije profitet ebars er vertu! O eternite, ne gollìn muy ar vel ac'hanoc'h; beza e viot ar reglen eus va accionou. Lavarat a rìn hep-cess : qement a ràn, qement a lavaràn, qement a zonjàn àm c'hundu d'an eternite; mes pe da un eternite eurus, pe da un eternite maleurus? Ur vech sortiet eus ar bed-màn va flaç a vezo arêtet, hep gallout biqen beza chenchet. O va Doue,

Doue, piou ne greno qet o vedita an eternite? piou a ouffe oc'h offanei, o veza penetret eus a zonjezon an eternite? Detesti a ràn va fec'hejou, ne retornìn muy dezo. O Jesus, me a fel dìn beza deoc'h ebars en amzer hac ebars en eternite. *Amen.*

CCIV. MEDITACION.

Ar Feiz var ar vuez da zont.

Luc. 16. 27-31.

1. „ Hac ar Pinvidiq a lavaras : Tad Abra„ ham, me ho suppli da gaç Lazar da di va „ zad, en pelec'h em eus c'hoas pemp breur, „ evit m'o avertisso, gant aon ne deufent ive „ ebars er plaç-màn a dourmanchou. Abraham „ a respontas dezàn : beza o deus Moyses hac „ ar Brofetet, m'o zelaouint. « Ar virione important demeus ar vuez da zont a so bet revelet da Adam, ha dreizàn d'e ol vugale. Ebars en ol nacionou e qaver an testeniou eus an dradicion-se. Lezen Moyses ha scridou ar Brofetet a exprim pe a zuppos dre-ol ar virionese. Mes Doue, hervez e bromessa, en eus digacet deomp e Vab, evit assuri ar virione eus ar vuez da zont, hac evit espliqa en detaill

ar pez a dremen ebars er vuez-se. An hini ne gred qet var un hevelep testeni, a so ur furius, rezolvet d'en em gol eternelamant.

2. *Ar Pinvidiq a repliqas: nan, Tad Abraham; mes mar deu unan benac eus ar re varo da vont d'o c'haout, e rint pinijen. Abraham a respontas dezàn: ma ne zelaouont na Moyses, nac ar Brofetet, ne gredint qet ive, hac e ressusciîfe unan eus ar re varo* C'hoas e qaver tud pere evit credi, a garfe caout testeni un den maro deut eus ar bed-al. Un hevelep dezir a so ur follentez. 1. Mar fel dìn caout testeni un den maro, pep den ala c'houlenno ar memes tra, hac a ranqo ive guelet un den maro. Pa êruo ganén c'hoas un douetanç benac, e falvezo dìn adare guelet un den maro; ar memes tra a falvezo da bep den al; ret e vezo digaç da bep den beo un den maro, qenlies guech ha ma troyo en e benn. Pebes diotach! 2. Ar re a so carguet d'hon instrui, eo hon tadou, hor mestrou, hor pastoret, hor c'hôvessoret, hor bredicatoret; Moyses, ar Brofetet, an Ilis, J.-C., peini en eus comzet dreizàn e-unan, en eus inspiret ar Brofetet, an Ebestel, hac en eus lezet e Speret gant e Ilis. 3. Nan, comz un den maro ne rafe im-

pression ebet var an hini peini a rezist ous comzou Doue cuntinuet abaoue Adam, abaoue Moyses, abaoue J.-C. en hor bete, ha prouvet dre guement a viraclou.

O vá Doue, dre ho craç, e zòn c'hoas ebars er bed evel ma voa breudeur ar fals Pinvidiq, hac e fel dìn profita eus e valeur. Petra a c'hortozàn-me evit qemer resolucionou zantel hac o laqat en pratiq? Hac én a felfe dìn guelet un den maro ressuscitet? Mes un den daonet peini a apparisfe dìn, ne lavarfe nemet ar pez a lavar ar fals Pinvidiq: *Souffr a ràn cruel ebars er flamou-màn.* Ma ne gredàn qet an Aviel, ne gredfen qet ur maro ressuscitet. Renonç a ràn d'ar speret a orgouill, da bep sourcen a galeder ebars er pec'het; credi a ràn ur vuez al, hac e fel dìn he meritout eurus, o tremen ar vuez-màn santelamant. *Amen.*

CCV MEDITACION.

Jesus a instrù a nève e Zisqibien. Luc. 17. 1-6.

I. Poent.

Var ar Scandal.

1. « Impossubl eo ne êrufe qet a scanda-» liou. « An dud o veza qer corrompet ha qer

mechant evel ma zint, n'en eo qet possubl ne c'hoarvezfe scandal ebars er bed, ebars en Ilis, ebars er stad ar muya zantel. Êruet a so scandal memes etouez ar c'henta Ebestel. J.-C. a anonç ar virione-se, evit, pa velfomp ar scandal, ne vezimp troublet nac ebars er feiz, nac ebars er pratiq eus ar vertu.

2. *Mes maleur d'an hini dre beini ec'h éru ar scandal. Guel e vije evitàn e vije staguet ur men mélin ous e c'houg, hac e vije tolet ebars er môr, eguet scandaliza unan eus ar re vian-màn.* Dre ar pez a lavar J.-C. amàn, jujomp peseurt venjanç a denno eus ar scandal. En em examinomp hon-unan, ispicial evit ar pez a sel a re pere dre o oad pe o c'hondicion, a so izelloc'h eguedomp.

3. *Bezit attantif varnoc'h oc'h-unan.* Bezit attantif evit nonpas beza souezet eus ar scandal, evit nonpas en rêy, evit ne vezo qet evidoc'h un occasion a bec'het. Ne gredit qet e ve permetet qement a ra ar real, e ve un dra hep rebech dirac Doue, abalamour ma zeo hep blam dirac an dud. Lezen Doue, ha nonpas uzach ar bed, a dle beza ho reglen.

II. Poent.

Var ar pardon eus an offançou.

Mar en eus pec'het ho preur enep deoc'h, reprenit-àn, ha mar en eus qeuz, pardonit dezàn. Mar pec'h enep deoc'h seiz guech an deiz, ha mar deu seiz guech an deiz d'o caout, ha mar lavar deoc'h : qeuz am eus, pardonit dezàn.

1. Mar hon eus offancet ur re benac dre vivacite, pe memes hep sonch, souffromp gant humilite beza reprenet; ma ne reprener qet ac'hanomp, en em reprenomp hon-unan, hanaveomp hor fot ha goulennomp pardon.

2. Reprenomp gant douçter an hini a offanç ac'hanomp, pardonomp dezàn a galon; ha qerqent ha m'en em hanav, assuromp dezàn penos er pardonomp, hep ma teufe an niver eus e offançou da squiza hor paciantet, na da ziminui hor c'harantez.

3. Piou eo an den a ve offancet seiz guech an deiz, hac a ve oblijet da bardoni seiz guech an deiz? Piou en eus aoüalc'h a zouçter evit exerci un hevelep carantez? O va Jesus, ho carantez divin a exprimit deomp amàn. Bep moment oc'h offançàn, bep moment e zoc'h

prest d'am fardoni. Ne c'houlennit diganèn nemet an diou gondicion-màn : m'am bezo qeuz, ha ma pardonin d'ar re o deus va offançet.

III. POENT,

Var ar Feiz.

1. *Hac an Ebestel a lavaras d'an Otrou : cresqit ennomp ar feiz.* Ar feiz a so un donêzon digant Doue; hor pec'hejou pemdeziec, hon dissipacion, ar goal exempl eus ar bed, ne baouezont ous he diminui ennomp, hac an diminucion eus ar feiz a ra ma pec'homp aliessoc'h, grevussoc'h, ha gant nebeutoc'h a remors. Renta a ra ar vertu difficil, ar Sacramanchou hep blas, an orêzon enouus.

2. Ar feiz a gresq dre ar beden, an instruccion hac an œuvrou mad. Goulennomp hepces ous an Otrou-Doue ma cresqo ennomp ar feiz; greomp ar beden-se, ispicial ebars en tentacionou, ebars en dic'hout, ebars en occasion da exerci ur vertu peini a gavomp dies; mes o pedi, labouromp eus hor c'hoste dre gonversacionou edifiant, dre lecturiou mad, dre veditacionou zantel.

3. *An Otrou a respontas dezo : m'o pije ur feiz hànval ous ur c'hreunen ceün, e lavar-*

fac'h d'ar vezen moüar-bren-se : en em disc'hrizien, ha qê d'en em blanta en creis ar mór; hac ec'h oboisfe deoc'h. An Ebestel crénvêt ebars er feiz, o deus grêt a bep seurt miraclou, disc'hriennet an idolatriach, convertisset ar bed. M'on devije feiz, ne vije na panchant, nac habitud ne denfemp betec ar griziou, evit nonpas produi pelloc'h.

Cresqit va feiz, ô va Zalver! Roit din ar feiz beo-se, evit ma credìn ferm ar guirioneou a zilvidiguez, ar feiz ardant-se, evit ma heuillìn gant courach ar maximou eus an Aviel. Ne c'houlennàn qet diganeoc'h ar feiz dre beini ar Zent o deut grêt miraclou, mes ar feiz dre beini e zint en em rentet humbl, mortifiet, en ur guir, dre beini e zint bet agreabl dirac ho taoulagad. *Amen.*

CCVI. MEDITACION.

Parabolen ar Zervicher mad. Luc. 17. 7-10.

I. POENT.

E labour ermès.

„ PIOU ac'hanoc'h, o caout ur zervicher „ occupet da labourat, pe da evessa al loëned, „ a lavar dezàn qerqent ha ma zeo êru eus ar

» parqou : it d'en em laqat ous tol? « An ol dud, a beseurt condicion benac e vent, a so servicherien an Otrou-Doue, placet ebars er bed-màn evit ober e volonte. Ar zervicher mad a retorn en nos hepqen eus ar parq, evit qemer un nebeut repos, evit mont adare d'e labour an deiz varlerc'h, hac evelse bemde, qeita ma màn en yec'hed. Hor Mestr souveren a c'houlen ma vemp occupet hep-ces betec ar maro, hervez hon nerz, eus ul labour util hac important. Penos e trêto ac'hanomp, ma n'or be da bresanti dezàn nemet ur vuez tremenet ebars en didalvoudeguez, er blijadurezou, pe ebars en ul labour peini ne voa qet ordrenet, a voa marteze memes difennet gantàn?

II. Poent.

Labour ar Zervicher mad ebars en ti.

Hanelavaro qet ar Mestr dezàn : preparit din da goania; savit ho sê, ha servichit a-c'hanòn qen am bezo débret hac evet; goude e têprot hac ec'h evot ive. Ur zervicher mad, goude beza roet e zoign da vadou e vestr, a dle servicha e vestr e-unan, receo e urzou, en em antreteni gantàn, hac hennes eo e labour ar muya henorapl. Goude beza labouret epad an deiz hervez hor c'hondicion,

e tleomp qent qemer hon repos, implija un amzer rêsonabl evit pedi, meuli ha trugarecât Doue, renta cont dezàn eus hon labour, goulen pardon eus hor fotou, hac ar c'hraç da ober guel an deiz varlerc'h. Penos en em acquitomp-ni eus al labour interior-màn? Ar zervicher mad, goude beza grêt e ol labour diaves ha diabars, a guemer e bred ha goude e repos. Neuze ive ur guir Gristen en eus ar gonsolacion qer douç da veza servichet e Vestr souveren, da veza plijet dezàn, da jouissa eus e c'hraçou mad.

III. Poent.

Santimanchou ar zervicher mad.

Ar Mestr hac én en eus obligacion d'ar zervicher-se, pa en eus grêt ar pez en devoa ordrenet dezàn? N'er zonjàn qet. Evelse c'houi, pa ho pezo accomplisset qement a so comandet deoc'h, lavarit : servicherien inutil omp; n'on eus grêt nemet ar pez a voamp oblijet da ober. Ne ve qet a obligacion d'an hini ne ro nemet ar pez a dle. Perac eta en em estimomp hon-unan hac e fel deomp beza estimet gant ar real, pa n'on eus grêt nemet ar pez a voa comandet deomp? Ar speret,

an talanchou, an nerz, ar vocacion, ar volonte vad, an occasionou, pep tra a deu digant Doue hac a apparchant outàn; hon ol zervichou eta a so dleet d'an Otrou-Doue, hor meritou a so e zonêzonou, ha pa recompanço ac'hanomp, e recompanço e zonêzonou e-unan. Lavaromp eta gant qement a sincerite, a humilite, evel a virione, penos e zomp servicherien inutil.

Ho fidela servicherien, ô va Doue, a so bet ar re humpla, hac o deus ar muya hanaveet penos e voant inutil. Evidòn, me am eus brassoc'h rêzoniou d'en em humilia. Calz a vanq ne allàn lavarat em eus grêt ar pez a dleyen da ober. Penos eta n'en òn qet humbl, goude beza qement oc'h offancet, ha rezistet qeit amzer ous ho craç. Ha gouscoude an distera merq a zisprizanç, an distera manq a attancion a offanç ac'hanòn, am laqa ermès ac'hanòn va-unan. O Jesus, c'houi hepqen a el disqi din beza humbl a galon. Roit din ar vertu-se, ar fondamant eus ar real ol. Grit ma reparin va fotou tremenet, ha ma vezin ar rest va buez ur zervicher fidel, ous en em zellet bepret evel ur zervicher inutil. *Amen.*

CCVII. MEDITACION.

Jesus a vella dec den Lor. Luc. 17. 11-19.

I. Poent.

O Feden.

„ Un deiz Jesus o vont da Jerusalem, a „ dremene en creis ar Samari hac ar Galilee. „ Hac evel ma voa prest da antren ebars en „ ur Bourg, dec Lor a deuas d'e rancontr, „ hac ous en em derc'hel a bel, e savjont „ o moez evit lavarat dezàn : Jesus hor Mestr, „ ho pezit truez ouzomp. „

1. Peden humbl. En em derc'hel a rent pel dious Jesus, evel ma ordrene al Lezen d'an dud Lor. Hor peden a dle beza humbl, hac hon humilite a dle beza fondet var an anaoudeguez eus hon indignite. Petra òn dirazoc'h, ô Doue a zantelez, nemet ul Lor indign, peini ne verit qet tostât ouzoc'h; va buez en antier n'en eo nemet ul lornez. Qement a bec'hejou pere am eus cometet, qement a zefotou en pere e coezàn bemdez, a so qerlies a zouilluren, pere a dle va fellât diouzoc'h. Mes crial a rin entreze an Trôn eus ho mizericord, pa zeo c'hoas permetet din goulen hac esperi ar pardon.

2. Peden fervant. An dec den-ze a ro da Jesus an hanoyou a Jesus hac a Vestr; cetu var betra e zeo fondet o c'honfianç hac o ferveur. Imploromp-àn dre ar memes hanoyou evit trec'hi hor passionou ha dissipa an devalijen eus hor speret. Jesus, va Zalver ha va Mestr, roit din nerz ha sclêrijen, evit ne deuyo biqen nac ar pec'het nac an errol d'am zepari diouzoc'h.

3. Peden gomun. Ol o deus ar memes clénvet, ol ar memes esperanç; assambles e savont o moez: ho pezit truez ouzomp. Ar gomunote-se a beden qer recomandet gant J.-C., ne alle qet manqout da obteni pep tra digantàn hervez e bromessa. En em zepari dious ar beden gomun, peini a rêr ispicial ebars en Ilis, ma ne ve qet a rêzon lejitim, a so en em expozi da veza privet a galz a c'hraçou; en lec'h o veza unisset assambles, en em zicourer, en em ancourajer, an eil a ra evit eguile; ar c'hri comunse a ra d'an Otrou-Doue ur c'hontraign douç, ous peini ne al qet e vadelez rezista.

II. Poent.

O Feiz.

1. Jesus *o veza o appercevet, à lavaràs dezo: it d'en em disqeuz d'ar Vêleyen.* Hac a vajeste, hac a buissanç ebars en urz-se! Mes

ret e voa caout ur feiz humbl evit en accomplissa hep murmuri na rêzoni. Jesus ne douch qet oute, ne bromet netra dezo, n'en int qet guellêt; petra a rint-y evit en em bresanti d'ar Vêleyen? Ur zantimant a orgouill, un difficulte en devije ampechet anezo da oboissa, ha ne vijent qet bet guellêt. Mes ne rêzonont qet; mont a reont, hac e zint guellêt.

2. *Hac evel ma zent, e voent pareet.* Ar memes tra a êruo gant piou benac a renonço d'e orgouill d'e ideou, evit heuill gant simplicite an hent a so merqet dezàn gant an Otrou-Doue, en em zoumeto d'an Ilis ha d'e zuperioret. Caout a ray an dranqilite a speret, ar peoc'h a galon, e vellaen hac e zilvidiguez.

III. Poent.

O hanaoudeguez vad.

1. *Unan anezo ous en em velet guellêt, a retornas, o c'hlorifia Doue a voez huel, hac a deuas d'en em brosterni ous treid Jesus, e vizach ous an douar evit renta graçou dezàn. hac hennes a oa ur Samaritan.* N'on eus-ni qet ar memes rêzoniou a anaoudeguez vad? Ne dlefen-me qet beza cuntinuelamant prosternet ous ho treid, ô va Zalver, c'houi peini oc'h eus

va delivret, nonpas ur vech, mes qerliès dious ur c'hlénvet calz mezussoc'h ha calz danjerussoc'h evidòn, dious al lornez eus va fec'hejou; peini, o veza va guellêt ha purifiet, a ro dìn ho Corf dà zèbri hac ho Coad da eva, a rent ac'hanòn participant eus ho Tivinite. Va buez en antier ne vije qet hir aoüalc'h evit ho trugarecât a guement hac a guer bras madelezou.

2. *Neuze Jesus a lavaras : ha n'en eus qet bet guellêt dec? Pelec'h e màn an nao al? N'en eus en em gavet hini à ve retornet hac en effè rentet gloar da Zoue, nemet an estranjourmàn?* Goude ur retret, ur mission, ur pasq, en pere calz a bec'herien a ve bet guellêt dious olornez, hac èn a veler calz d'ar goeliou nessa o retorn da receo c'hoas J.-C., evit disqeuz dezàn ò anaoudeguez vad? A boan è veler unan a bep dec, hac an nao al pelec'h e maint? Ancouêt o deus 'ar c'hraç a voa bet grêt dezo, marteze o deus-hi dija collet. Occupet int gant o afferaou tamporel, livret d'an dissipacion d'ar joa d'ar blijadurezou, marteze dija adfeillet er memes pec'hejou, er memes habitujou criminel. An estranjour hepqen a so touchet a anaoudeguez vad, abalamour m'en em zelle evel muyoc'h indign eus ar faveur en eus recevet. Ar pez a vir n'on eus

ar memes santimanchou, eo ma credomp evel ar Judevien penos pep tra a so dleet deomp. Ma rafemp ar refleccion saluter-màn, penos ar feiz, an dezir da gaout recours d'ar binijen, a so graçou pere ne voant qet dleet deomp; penos an absolven-se peini a recevomp gant qer nebeut a attancion, a so ar priz eus a hoad hac a varo J.-C., en effet eus e vrassa mizericord, penos ma vijemp marvet ur moment qent eguet he receo, e vijemp bet collet eternelamant, marteze neuze e hanavfemp ar priz eus hon reconciliacion, hac e sonchfemp renta graçou d'an Otrou-Doue. Avichou ar brassa pec'herien hac ar re a baris pella dious an Otrou-Doue, a so ar muya touchet, hac ar re a jouis bemde eus e faveuriou a so insansibl.

3. *Ha Jesus a lavaras dezàn : savit, it, ho feiz en eus sovetêt ac'hanoc'h.* Ar real a voa bet ive sovetêt dre o feiz, mes n'o devoe qet ar boneur d'er c'hlêvet a c'hinou Jesus memes. Ah! peguement e voe feiz ar Samaritan sclêrêt, crevêt, animet dre ar gomz divin-se!

O va Doue, hanaout ha deplori a ràn va ingrateri en oc'h andret. Recevit ur pec'her, peini touchet eus ho madelezou, a deu er moment-màn d'en em brosterni ous ho treid,

evit chom bepret en ho presanç. Rentit ac'hanôn ferm ebars er zantimanchou a inspirit dìn, evit ma qerzìn bepret gant ur gourach hac un nerz neve ebars en hent eus ar justiç. *Amen.*

CCVIII. MEDITACION.

Antretien a Jesus gant ar Judevien a Jerusalem. Yan. 10. 22-30.

I. Poent.

Amcredulez ar Judevien.

1. « Mes ober a rêt en Jerusalem goel Dedi an » Templ, hac ar goàn a-oa. Evel ma valee Jesus » en Templ, ebars en pondale Salomon, ar Ju- » devien en em assamblas en dro dezàn, hac » e lavarjont dezàn : bete pegueit e talc'hot-u » hor speret en balànç? Mar d'oc'h ar C'hrist, » lavarit-àn deomp patant. « O clêvet an hipocritet-se, ha ne vije qet lavaret penos e voant ebars en disposicion ar muya favorab evit J.-C.? Mes Jesus a hanavee o c'halonou hac o nebeut a feiz vad.

2. *Jesus a respontas dezo : comzet am eus ouzoc'h, ha n'em c'hredit qet; an œuvrou a ràn en hano va Zad a rent testeni eus ar pez*

pez ma zòn. Pebes testeni! Hac ar Judevien n'en recevent qet. J.-C., e ol viraclou, an Ilis, ar Bastoret, ar sieclou, ar bed en antier a gomz ous an dud amcredul eus hon amzer, ha ne glêvont netra, ne gredont netra! O obstinacion!

3. *Evidoc'h, c'houi ne gredit qet, abalamour n'en oc'h qet eus va dénved.* Ar re a so sortiet a Ilis J.-C., pe n'o deus qet ar feiz eus an Ilis-se, n'en int qet eus e zênved, ha n'o devezo birviqen lod en e Rouantelez.

II. Poent.

Dénved Jesus-Christ.

1. *An dênved pere a so dìn a gléo va moez; o hanaout a ràn, hac heuill a reont ac'hanòn.* Dênved J.-C. a glêo e voez ebars er Scritur, ebars en Doctrin an Ilis, ebars er zilanç hac en orêzon. Heuill a reont e vaximou, e guzuliou, e zantimanchou. En heuill a reont ebars en obligacionou eus ar Relijion hac eus o stad; en heuill a reont d'ar C'halvar, var ar Groas ha betec ebars er bez. En heuill a reont ebars en ên hac en eternite.

2. Jesus a hanav e zênved evit o c'harout; o c'hundui, o difen. O dênved eurus! Bezomp humbl, sentus, hac e vezimp hanaveet gant J.-C.

3. *Rêy a ràn dezo ar vuez eternel, ha birviqen ne berissint.* O buez eternel, ne refot-u biqen a impression var hor c'halonou? Ambicion, plijadurezou, interest, anvi, cassoni, joa, liberte, dissipacion, pep tra a dle cedi d'ar gomz bras-màn : beva eternelamant. Ar re a so guir dênved da J.-C. a vevo eternelamant; ar re n'en int qet, a berisso eternelamant. Ha ni a el deliberi var ar parti hon eus da guemer?

III. Poent.

Mysteriou Jesus-Christ.

1. *Ha nivun ne zifiamo an dânvad-se eus va daouarn.* Nac an dud, nac an drouc-sperejou ne allont lemel e zênved digant J.-C. en despet dezo. N'o deus da zioüal nemet oute o-unan; mes pa o devo perseveret betec ar fin, neuze e zint da repos entre daouarn o Fastor, hep gallout beza separet dioutàn. Oh, pebes boneur!

2. *Va Zad peini en eus roet anezo dìn, a so brassoc'h eguet pep tra ol.* Un dânvad fidel da J.-C. a so un donêzon grêt dezàn gant e Dad, abalamour ma zeo fidel dre c'hraç an Tad, meritet gant ar Mab. Ha me a ve maleurus aoüalc'h evit manqout a fidelite hac a berseveranç? Ha da biou en em rofen-me?

D'an diaoul, peini ne glasq nemet va c'hol? D'ar bed, peini a berisso? D'ar c'hiq, peini a goezo en poultr hac en ludu? Deoc'h, ô va Doue, en em roàn; roit ac'hanòn d'am Zalver, en em rêy a ràn deoc'h ha dezàn evit an amzer hac an eternite.

3. *Ha den ne ouffe o diframa a zorn va Zad.* Cetu aze daou bersonach destinet : an Tad peini a ro d'ar Mab, hac ar Mab peini a receo digant an Tad. *Va Zad ha me e zomp ar memes tra.* Cetu ar memes natur hac ar memes Divinite. O Majeste redoutabl! Ni, tud sempl, crouadurien disprizabl var an douar, ni a so bet prenet dre hoad un Doue, santifiet dre ar Speret-Santel, an drivet Person eus an Drindet adorabl, egal d'an Tad ha d'ar Mab! Ni a dle beza un deiz ebars en ên an donêzon a ray an Tad d'e Vab, a recevo ar Mab digant e Dad, hac e sello an tri Ferson Divin evel un henor possedi ac'hanomp, hep ma allo den hon ravissa digante.

Peguen huel, peguen eurus, ô va Doue, eo va destinacion! Petra a dle beza va zantimanchou, petra a dle beza va œuvrou; grit ma vezìn prest da ober, da zacrifia, da zouffr pep tra evit parveni da ur fin qer glorius. *Amen.*

CCIX. MEDITACION.

Fin eus a antretien Jesus gant ar Judevien.
Yan. 10.31-39.

Jesus a appez fulor ar Judevien.

1. „ NEUZE ar Judevien a guemeras mein evit en massacri „ Cetu aze an dud-se pere ne c'houlennent nemet ma vije comzet sclêr oute; hac er moment ma comanç Jesus en em espliqa, en em armont a vein, hac e clasqont scuill e hoad. Ebars en ol sieclou, an heretiqet o deus goulennet beza instruet, ha pa glêvent ar virione, e persecutent ar re ne glasqent nemet o c'honversion.

2. *Jesus a lavaras dezo : grét em eus en ho presanç calz a œuvrou burzudus dre buissanç va Zad, evit peini eus an œuvrou-se e fel deoc'h va massacri.* Appliqomp deomp hon-unan ar c'homzou-se en amzer an dentacion, ebars en occasion eus ar pec'het. O va ene, abaoue m'en eus an Otrou-Doue laqet ac'hanout ebars er bed-màn, n'en eo qet pabouezet da ober vad dit; prometi a ra dit madou brassoc'h hep comparêson ebars er bed al; evit peini eus ar faveuriou-ze e fel dit en offanci? O va Doue,

peguen inescuzapl e paris din va fec'hejou, pa gonsideràn ho carantez hac ho madoberou!

3. *Ar Judevien a respontas dezàn : n'en eo qet evit œuvr mad ebet e fel deomp ho massacri, mes abalamour ma vlasfêmit, hac o veza den, en em rit Doue.* Ar blasfêm a voa a goste ar Judevien. Ar miraclou a brouve en ur fêçon sansibl penos J.-C. a voa Mab Doue, hac evelse ne vlasfême qet. J.-C. en eus prometet ec'h asistje an Ilis bete fin ar bed; lavarat eta penos an Ilis a el en em drompla, a so ur blasfêm hànval ous hini ar Judevien. Ia, ô va Jesus, oc'h enemiet eo a vlasfêm enep Doue, o vlasfêmi enep deoc'h hac enep d'oc'h Ilis. Ar re a so accuzet a vlasfêm, abalamour ma zint fidel d'an Ilis, a dle en em gonsoli, o velet e zoc'h accuzet eus ar memes crim.

II. POENT.

Jesus en em justifi var sujet ar blasfêm.

1. *Jesus a respontas dezo : ha n'en eo qet scrivet ebars en ho lezen, lavaret em eus penos e zoc'h Doueou. Mar d'eo eta hanvet Doueou ebars al lezen, ar re da bere en em adresse ar gomz-se eus an Otrou-Doue, ha ma ne el qet ar Scritur beza dislavaret, lavarat a refot-u penos e vlasfêmàn, me peini a so bet*

santifiet ha digacet gant va Zad ebars er bed, abalamour m'am eus lavaret penos ezòn Mab Doue? J.-C. a so differant dious an dud-se hanvet Doueou ebars er Scritur, da guenta abalamour an Otrou-Doue a reprochse dezo o injustiçou, e lec'h J.-C. a so bet santifiet gant an Tad; dan eil abalamour an dud-se a voa roet d'ar bobl hepqen evit barnerien; e lec'h J.-C. a so bet digacet ebars er bed; ar pez a sinifi penos e voa qent beza digacet; e voa a bep eternite, e voa Doue, e zeo bet digacet evit prena ha sovetât ar bed. Oc'h adori a ràn, ô va Zalver, en em rejouissa a ràn dre ma zoc'h Doue, trugarecât a ràn ho Tad da veza ho tigacet, ha c'houi da veza deut gant qement a garantez, a vadelez hac a vizericord.

2. Piou a accuz Jesus a vlasfêm? Ar Judevien instruet dre al Lezen hac ar Brofetet, avertisset eus a zonidiguez ar Messi hac an amzer ma tleye parissa; pere a vouie e tleye beza un Doue gante, pere en gortoze presantamant, pere a vele e œuvrou hac a jouisse eus e vadelezou! Pa refus an dud caledet-se renta justiç deoc'h, ô va Zalver, permetit din dic'haoua ac'hanoc'h hervez va gallout, dre va respet ha va c'harantez.

III. Poent.

Jesus a brouv qement en evoa lavaret.

1. *Ma ne ràn qet œuvrou va Zad, n'em c'hredit qet. Mes mar o gràn, ha pa ne felfe qet deoc'h va c'hredi, credit d'am œuvrou.* Preuven a œuvrou, preuven da beini ne alle, repliqa netra. Ma vije bet fos miraclou J.-C. ne vijent qet bet credet gant an testou pere o guelas; nebeutoc'h e vijent bet credet gant ar jeneracionou goude, birviqen ne vije bet christenien var an douar.

2. *Credit d'am œuvrou, evit ma hanavefo ha ma credfot penos va Zad a so ennòn, ha me a so ennàn.* Ar memes tra en devoa lavaret er c'homançamant; en assuri a ra dre dermeniou nerzussoc'h, evit douguen ar Judevien da gredi, o proposi dezo ar breuven ar muya patant. Credomp d'an Tad peini a so ebars er Mab hac er Speret-Santel, d'ar Mab peini a so ebars en Tad hac er Speret-Santel, d'ar Speret-Santel peini a so ebars en Tad hac er Mab. Qaromp J.-C. hor Zalver, hon Redemptor, hon Doue.

3. *Ar Judevien a glasqas c'hoas en em sèzissa anezàn, mes achap a eure a dre o*

dáouarn. Disqibien Jesus a voe consolet hac ancourajet; ar bobl a chomas ebars er zilanç; ar cheffou ne allent na nac'h an œuvrou pere a voa publiq, na respont netra, hac en em abandonas d'o fulor. Mes heur Jesus ne voa qet êru c'hoas; ne rejont nemet efforchou inutil evit en arêti. Pebes dallidiguez ebars er cheffou! Mes pebes infidelite ebars er bobl da veza selaouet mestrou a bere ar gassoni hac an injustiç a voa qen hanat!

O va Doue, peguement e tremen ho secrejou hon ententamant! Prezervit ac'hanon dious caleder ar Judevien amcredul. Oblija a rit ac'hanon da gredi traou pere ne gomprenàn qet, mes prouvi a rit ar virione anezo dre œuvrou dreist d'an natur. Grit ma vevin ha ma varvin o credi hac o pratiqa ar Relijion zantel hac adorabl peini oc'h eus revelet. *Amen.*

CCX. MEDITACION.

Jesus a guitta Jerusalem. Maze. 19. 1-2. Marc. 10. 1. Yan. 10. 40-42.

1. „ Hac e zeas a neve ebars en bro ar Judee, „ peini a so hed ar Jourden, en peini Yan „ en evoa badezet er c'homançamant, hac e

„ chomas eno... Jesus a zortias a C'hace, „ hac en em retiras var ar bord a Judee, en „ tu al d'ar Jourden. „ Entre ma voa sortiet Jesus a C'halilee, ha m'en em retiras en tu al d'ar Jourden, e c'hoarvezas an traou hon eus expliqet diveza. Jesus en em retiras en ur plaç a zolitud hac a binijen; hac eno e tleomp en em retira gantàn, ispicial en amzer an afflicion hac ar bersecucion. Jesus en em retiras en ur plac a vadiziant hac a gonsecracion, evit disqi deomp retorn alies d'an obligacionou eus hor badiziant, eus hor vocacion, d'ar zantimanchou eus hor c'henta ferveur.

2. *Hac evel ar bobliou a deue en foul en e guichen, o instruas hervez egustum. Ur foul vras en heuillas, ha parea a eure o c'hlànvourien.* Heuillomp ive hor Zalver gant confianç, expozomp dezàn clénvejou hon ene; deziromp beza guellêt, hac e vellao ac'hanomp. Qemeromp ive, hervez exempl hor Zalver, ar c'hustum mad da instrui hervez hor c'hondicion, da gomz a Zoue, da gonsoli ar re afflijet; da visita ha da zoulaji an dud clàn, da zouguen an ol d'ar vertu, hep ma timinufe hor zêl dre ar bersecucion, dre ar valiç, an ingrateri eus an dud, na dre an nebeut a frouez a dennomp

eus hor poaniou. Mes allas! n'en omp-ni qet er c'hontrol eus ar re a scandalis dre ol, a so inutil dre ol, pere evit an distera difficulte a gol courach, pe ne labouront muy nemet gant dic'hout ha neglijanç? Evel pa ne ouffemp qet penos e zeo Doue a zervichomp, hac e zeo digantàn hepqen e tleomp gortos hon recompanç.

3. *Hac e lavarent: Yan n'en eus grêt miracl ebet, ha qement en eus lavaret Yan eus a hemàn, en em gav guir; ha calz a gredas ennàn.* Yan hep ober miraclou en devoa meritet confianç ar bobl dre e furnez, e binijen hac e vertuziou al; Yan en devoa anoncet Jesus evel Mab Doue; ar memes Jesus en em ro hirio evel Mab Doue, hac a rà an œuvrou a Vab Doue. Cetu aze evit petra un nombr bras a gredas en J.-C., hac ar re ne gredent qet, a voa diescuzabl. Ma carfe al libertinet hac an heritiqet consideri a feiz vad an histor eus ar Relijion, ar pez en eus grêt an Otrou-Doue ebars er bed dre J.-C. hac an Ilis, ne ouffent qet miret da gredi ha d'en em renta Catholiq. Mes ni pere a gred, ha ni a so guir Disqibien da J.-C.? Peseurt affeccion hon eus-ni evitàn? Peseurt ardeur oc'h observi e Lezen?

O va Doue, hanaout ha detesti a ràn và

c'hlouarder ha va lachete; diganeoc'h e c'hortozàn ar remed ous va ol drougou. Oan Doue, pried va ene, sourcen a c'hraç, sclêrijen an dud, ô Jesus, cresqit va feiz, va c'honfianç ha va c'harantez! Ah! ne bellait qet diouzìn, evel ma pellajoc'h dious ar Judevien a Jerusalem, me a fel dìn beza ho Tisqib fidel, evit goude beza credet ennoc'h ebars en amzer, m'o contemplìn ha m'o possedìn ebars er gloar eus an eternite. *Amen.*

CCXI. MEDITACION.

Var an Divorç. Maze. 19. 3-12. Marc. 10. 2-12.

I. Poent.

Intérogacion ar Pharisianet ha respont Jesus.

1. „ Neuze ar Pharisianet a deuas evit en „ tenti, hac a lavaras dezàn: hac én a so „ permetet da un den caç e vreg en he rout „ evit n'en eus fors peseurt sujet? „ Jesus en devoa disclêryet alies penos an union entre ar priejou ne alle qet beza toret. Mes evit etablissa al Lezen ebars en he c'henta purete, e voa ret parissa mont enep da Voyses, peini en evoa supportet un douçter benac'h var ar

matier-se. Dre eno e crede ar Pharisianet o devije ambarrasset Jesus.

2. *Mes Jesus ous o intéroji d'e dro, a respontas dezo : petra en eus ordrenet Moyses deoc'h? Moyses, a lavarjont, en eus permetet lezel ur vreg, o réy dezi un act a zivorç. Jesus a lavaras dezo : abalamour d'ar galeder eus ho calon, en eus grét an ordrenanç-se. N'oc'h eus-u qet lennet penos an hini en eus crouet an den, a grouas er gomançamant un den hac ur vreg, hac e lavaras : evit ar rézon-ze an den a guittao e dad hac e vam, hac en em unisso gant e bried, ha ne rint o daou nemet ar memes corf. Evelse ne vezint muy daou gorf, mes unan. An den eta ne zeparo qet ar pez a so bet unisset gant Doue.* Peseurt terméniou a elle merqa gant muy a nerz an union a dle beza entre priejou? N'en eo qet permetet d'an den separi ar pez a so unisset gant Doue. An dezirion memes, an affeccionou, ar zonjesonou criminel a so antieramant opposet d'an institucion divin. Ar priejou a respont anezo d'an Otrou-Doue, peini a ray dezo santout adalec ar vuez-mân, penos n'en eus netra muyoc'h maleurus evit ar societe-se, ma ne ve qet soutenet hac animet dre ar

garantez a dle an eil d'eguile, mar partajont o c'halonou gant personachou estranjour. Ac'hane an obligacion important o deus an tadou hac ar mamou da réy qelennadurez vad d'o bugale, hac an dud yaouanq da gonsulti an Otrou-Doue qent demezi. Allas! dre ur jujamant just, ô va Doue, e permetit alies e ve troublet pe dorret memes an demeziou dre ar memes passionou dre bere e zint bet contractet.

3. *Lavaret a rejont dezàn : perac eta en eus ordrenet Moyses réy d'ar vreg ur scrit a zivorç, hac he c'haç en he rout? Respont a eure : abalamour d'ar galeder eus ho calon en eus permetet Moyses deoc'h caçho craguez en o rout; mes qementse n'en eo qet bet adalec ar gomançamant. Ha me a zisclér'y deoc'h penos piou benac en em dispartio dious e vreg, sepet evit cos a aoüeltriach, pe a eureujo un al, a vezo coupabl a aoüeltriach; hac an hini a eureujo ar vreg dilezet, a vezo ive aoüeltrier.* An hini a zilèze e vreg, a voa oblijet da réy dezi un act a zivorç; cetu aze petra en devoa ordrenet Moyses. Mes an divorç en devoa supportet hepqen, gant aon rac brassoc'h drougou a bere e voa capabl ar Judevien. J.-C. a lam ar bermission-se, hep condaoni al Lezenner

zantel peini en devoa he accordet. Evelse ne dleomp qet condaon an Ilis, peini a zupport certen abuzou, gant aon rac excejou al brassoc'h; ar pried tener ha fidel-se a J.-C., a so afflijet eus an drougou pere ne al qet da ampech. J.-C. a bermet en em zepari dious ur vreg coupabl a aoüeltriach; mes an demezi n'en eo qet toret evit se, pa lavar J.-C. e ve aoüeltrer an hini a eureujfe ur vreg dilezet. An Ilis he deus comprenet evelse Lezen J.-C., ha condaonet evel heruiqet ar re a bermete da un den en devije dilezet ur vreg aoüeltrierez, eureuji ur vreg al.

II. Poent.

Intérogacion an Ebestel, ha respont Jesus.

1. *Pa voe ebars en ti, e Zisqibien en intérojas c'hoas var ar memes sujet, hac én a lavaras dezo : piou benac a guitta e vreg hac a eureuch un al, a gomet un aoüeltriach en egard d'e vreg qenta. Ha mar quitta ur vreg he den evit eureuji un al, he comet un aoüeltriach. E Zisqibien a lavaras dezàn : mar d'eo honnez condicion un ozac'h gant e vreg, n'eneo qet mad demezi.* Ar stad a briedelez n'en eo qet ar muya avantajus, ar muya tranqil, ar muya santel, ar muya parfet : mes pa vezer

galvet dezàn gant Doue, p'en em angajer goude beza consultet ha pedet an Ottou-Doue, pa dostaer ous ar Zacramant gant ur galon bur hac un intancion eün, ec'h aller en em zantifia er stad-se; parveni a rêr memes da ur poent huel a zantelez, mar en em acquitter gant fidelite eus an obligacionou, mar souffrer ar poaniou gant paciantet. Lezel hep demezi, pe differi d'en ober dre rêzoniou humen hepqen, evit nonpas souffr ar poaniou eus ar briedelez, evit jouissa eus ul liberte oëzus, evit en em abandoni d'ar passionou, d'ar fantaziou, a so manqout d'ar pez a dleer d'an Ilis ha d'ar vro, cundui ur vuez condaonet gant Doue ha gant an dud.

2. *Jesus a lavaras dezo : an ol n'en int qet capabl eus ar resolucion-se ; mes hepqen ar re o deus recevet an donézon a guementse digant Doue.* Renonç d'ar briedelez evit servicha Doue gant muy a burete, a so ur resolucion a beini an ol n'en int qet capabl. Ar re n'o deus qet recevet ar vocacion evit ur stad qer zantel, a dle dioüal erfat da chom hep demezi dre rêzoniou a dranqilite, a interest, a ambicion. Ar re a so galvet, a dle laqat eves mad ne golfent un donêzon qer precius dre bassionou

pe habitujou criminel, dre garout ar bed hac esperi e vadou. Erfin ar re a so angajet ebars er stad parfet-se, a dle conservi ar c'hraç o deus receveet, dre ar beden, ar zilanç, ar ferveur, hac o pellât dious ar bed hac an occasionou. Guelomp petra hon eus da rebech deomp hon-unan var guement-màn.

3. *Rac beza a so tud pere ne allont qet demezi, hac a so sortiet evelse a gôf o mam; real a so rentet incapabl gant an dud, ha real anezo o-unan evit Rouantelez an én. An hini a el compren, comprenit.* Calz en pep bro a so privet a c'hallout demezi, pe dre natur, pe dre volonte o c'herent, pe evit exerci un talant, pe occupi ur garg, pe dre otorite ar superioret tamporel, pe dre un injur grêt dezo. Mes an ampechamant ar muya nobl, eo ar vœu eus a chastete perpetuel. N'en eus nemet an Ilis Catholiq he defe conservet ar speret hac ar pratiq eus ar guentel important a ra amàn hor Zalver, eus ar pez a so qen recomandet gant S. Paul, eus ar pez a so bet observet gant qement a Zent ha Sentezet. An heretiqet o deus sellet evel un henor terri hac ober terri ar vœuyou a chastete, ous o disclêrya evel traou supersticius, hac a so en em gavet Christenien

Christenien pere n'o deus qet bet horrol ous un hevelep blasfêm. O Ilis santel, c'houi hepqen oc'h eus comprenet comzou ho Pried divin; c'houi hepqen a bresant dezàn millierou à Verc'hezet pere a gundu var an douar buez an Ælez; ho Ministret hepqen a renq qent beza receveet, en em angajî evit biqen da ur burete barfet; c'houi hepqen a so dign eus ar Pried celestiel, eus ar Pried ganet gant ar Verc'hez, Roue ar Guerc'hezet.

Accordit dìn, ô va Doue, graçou dious ar stad da beini oc'h eus va galvet. Va frenet oc'h eus dre ho Coad; roit dìn ur galon eün ha pur, evit m'en em virìn ous ar pez n'en eo nemet supportet bremàn, evit beza punisset gant muy a rigor dirac ho Tribunal; hac evit ma vezìn eternelamant ganeoc'h ebars en êu, grit ma vezìn antieramant deoc'h var an douar. *Amen.*

CCXII. MEDITACION.

Ar Pharisianet a c'houlen pegoulz e teuyo Rouantelez Doue. Luc. 17. 20-21.

„ PHARISIANET a c'houlenne un deiz digantàn „ pegoulz e teuje Rouantelez Doue. „ Dre

III. &

Rouantelez Doue, ar Judevien a gomprene doni diguez ar Messi, e victoriou, hac ar venjanç a denje eus a enemiet e bobl. Sonjal a rent penos dindan ar Roue neve-se e vevjent en peoc'h, ebars er gloar, ha penos an ol nacionou a vije sujet hac a bêje tribut dezo. Jesus a respontas dezo dre dri c'hir pere a dleomp da vedita.

1. *Rouantelez Doue ne deuyo qet en ur fêçon da veza remerqet.* Rën ar Messi n'en eo qet ur rën a orgouill hac a bompad, mes ar rën eus ar vertuziou, eus ar c'halonou distag dious an douar, ha pere ne zeziront nemet an ên. Hanaout ar rën-se, ar pez a so ret da ober evit antren, beva, ha caout an avantajou divin a so ennàn, cetu aze an occupacion solid hac ar guir disqamant eus an den; hep-se, ar rest n'en eo nemet follentez.

2. *Ne vezo qet lavaret : e màn amàn, pe e màn duont.* Pa vezo etabiisset rën ar Messi, ne vezo muy e-unan var an douar en ur fêçon visibl, mes hepqen dre e bresanç invisibl en Sacramant an Oter, dre e Speret hac e Lezennou. Ar rën eus e c'hraç a vezo interior, a gonsisto ebars er feiz, en esperanç hac er garantez, ebars en oboissanç d'al Lezennou divin, ebars en uniongant Doue, produet ennomp dre Speret

an Tad hac ar Mab. Labourat a reomp-ni da establissa ar rën-se ebars en hon ene dre ar pratiq eus an ol vertuziou, hac o tec'hel dious an ol viçou?... An Ilis peini eo rën an Otrou-Doue etouez an dud, a dleye beza visibl dre ar brofession eus ar feiz, dre ar Zacramanchou hac ar zoumission d'ar Bastoret; mes ar rën-se ne voa qet stag ous ur vro, ous un nacion en particulier. Pep societe heretiq pe schismatiq, pep Relijion fos he deus he c'hanton, he fobl; e màn amàn pe e màn duont; mes guir Ilis J.-C. a so eus an ol vroyou, an ol nacionou, dre Vission J.-C., hac ar succession a Bastoret unisset gant Heritour S. Pêr. Beza hon eus ar boneur da apparchanti ous ar rën-se; mes peseurt memprou e zomp-ni ennàn? N'en omp-ni qet memprou inutil, maro, brein, en lec'h ma tlefemp beva eus a vuez ar c'hraç, labourat hervez hor c'hondicion evit gloar an Ilis, ha profita eus an avantajou bras a offr deomp en abondanç

3. *Rac adalec bremàn rën an Otrou-Doue a so en ho touez.* Rën an Otrou-Doue a voa etouez ar Judevien dre ar bresanç eus ar Messi, ar Roue a Israël, ar C'hrist, Mab Doue; mes en lec'h en hanaout, er persecutent. Jesus

a so en hon touez ebars en e Zacramant. En hanaout, en adori, en receo a reomp-ni? Penos en em acquittomp-ni eus ar pez a dleomp dezàn? Penos e respontomp-ni ous e garantez divin? Rën an Otrou-Doue a voa etouez ar Judevien, dre ar bredicacion eus an Aviel. Calz a antreas ennàn dre ur feiz sincer; ar Pharisianet en em oppose, en lec'h antren hac heuill an exempl vad. Rën an Otrou-Doue a so c'hoas en hon touez er memes fêçon. En lec'h imita an eneou fidel pere a vev ebars er berfeccion eus ar Gristeniach, ne reomp-ni qet a oab anezo, n'o distroomp-ni qet, n'o ferseeutomp-ni qet? Rën an Otrou-Doue a voa etouez ar Judevien dre ar venjanç terrubl a veritent dija, hac a dleye beza exercet varnezo, p'o devije peurgarguet ar muzur eus o c'hrimou, o laqat d'ar màro o Roue hac o Doue. Ar rën eus a goler an Otrou-Doue a so ive en hon touez, ha ne reomp attancion ebet da guementse. Cresqi a reomp hor pec'hejou, beva a reomp divorc'hed, ne zoujomp qet ar bunicionou pere a so prest da goeza varnomp, ma n'en em gorijomp qet, ma ne reomp qet a binijen.

Distroit diouzin, ô va Doue, un hevelep maleur. Grit ma estimìn, ma laqìn en profit

ar graçou a offrit din evit establissa ho rën ebars em c'halon. Oc'h adori a ràn, ô Roue a c'hloar! hanaout a ràn ho rën visibl, oc'h Ilis Santel; credi a ràn qement a bropos din da gredi. Gortos a ràn gant spont ha confianç an deiz eus ho tiveza donidiguez. Rentit ac'hanòn dign eus ho Rouantelez, cunduit ac'hanòn d'an ên dre an hent a blijo ganeoc'h. *Amen.*

CCXIII. MEDITACION.

Var an deiz eus a Vab an Den. Luc. 17. 22-30.

I. Poent.

Feiz an dud Just.

1. „ Dont a ray un amzer, a lavare J.-C. „ d'e Zisqibien, en peini e tezirfot guelet „ unan eus a zeyou Mab an Den, ha n'er „ guelfot qet. „ An amzer-se ne zaleas qet evite. Goude asçansion o Mestr divin, e veljont o parissa a bep tu qement a Gristet, a Ebestel, a Brofetet fos, pere a chenche ar feiz hac a zizhenore ar zantelez eus an Aviel. Piou ne ve qet afflijet o velet peguement a eneou a goez c'hoas bemde ebars en errol hac ebars er viç. Piou ne dle qet dezirout e parisfe J.-C.,

e qémerfe e gos e-unan en e zorn, hac e confontfe an dromplerien.

2. *Lavaret e vezo deoc'h : e màn amàn, e màn duont; mes dioüallit da vont ha da heuill.* An heretiqet a lavar c'hoas : ganeomp e màn J.-C., ni a brezeg an Aviel pur. Dioüallomp ne heuillfemp ar mestrou-se; chomomp el lec'h ma zomp, el lec'h ma voa hon tadou cos. Chomomp ebars en hor zoumission d'ar Bastoret lejitim, ebars en Ilis J.-C. Ebars en Ilis peini a so dre ar bed ol e qavimp J.-C., comzou Doue, Doctrin an Tadou, ar guir viraclou. N'en em lezomp da veza goneet na dre ar guriosite, na dre ar goal exempl.

3. *Rac, evel al luheden a bar adalec an eil penn d'eguile eus an én, evelse e vezo eus a Vab an Den pa barisso en e zeiz. Mes aroc e zeo ret e souffrfe calz, hac e ve rebutet gant an nacion-màn.* Al luheden-se a so un imach demeus an Aviel peini en eus sclêrijennet an ol nacionou; demeus an Ilis peini a veler dreol; demeus ar bunicion peini a êru gant ar bec'herien, pa zonjont nebeuta; demeus ar venjanç terrubl a exerças an Otrou-Doue var ar Judevien, pa voe distrujet Jerusalem, ha disperset ar bobl dre ar bed ol; erfin eus an

deiz diveza a goler an Otrou-Doue, pa vezo forcet an ol grouadurien da hanaout Mab an Den evit guir Vab Doue. Guelet a reomp alies al luhed a bere e comz amàn hor Zalver; sonjomp penos al luhed-se hac ar c'hurunou n'en int nemet ur sqeud lijer eus ar goler peini a dandonou enep d'an dud amcredul pere n'o devezo qet deurveet receo ar sclêrijen eus ar Feiz, hac enep d'ar bec'herien pere n'o devezo qet bevet hervez reglennou ar feiz. Sonjomp peguen epouvantabl e vezo ar venjanç-se dre ar pez ma zeo coustet da J.-C. ar pouar d'he exerci. En acquisitet en eus dre an ol humiliacionou, an ol dourmanchou eus e Bassion hac e varo.

II. Poent.

An assuranç fos eus ar bec'herien.

Hac ar pez a so éruet en amzer Noë, a êruo c'hoas en amzer Mab an Den : débri, eva, demezi a rêt betec an deiz mac'h antreas Noë ebars en Arc'h, hac an diluch a deuas, hac o c'hollas ol. Ar memes tra a so éruet en amzer Loth : débri, eva, prena, guerza, planta ha batissa a rent; mes an deiz ma sortias Loth eus a Zodom, e coezas eus an én ur glao a dân hac a zouffr, hac o c'hollas ol.

Ar memes tra a éruo da zeyou Mab an Den.
Ar memes tra a éruo an deizma parisso Mab an Den.

1. Petra a sonjas ar bec'herien o velet Noe o prepari an Arc'h evit en em zovetât én hac e famill dious an diluch universel? Truez o devoe ous e zimplicite. A betra en em occupjont? Eus o flijadurezou, eus o madou, eus a etablissamant o bugale. Noe a antreas ebars en Arc'h, a zerras an nor, hac an ol dud a berissas dre an diluch. Sodom a oa ar penn-lec'h eus an abondanç, eus ar blijadurezou, hac er memes amzer eus an ol grimou; an habitantet ne zònjent nemet jouissa eus o avantajou ha cuntinui o debochou. Ne voa en o zouez nemet un den just; qerqent ha ma zeo sortiet, ur glao a dân hac a zouffr a zevor, a gonsum tud ha madou. Ar Judevien o devoa crucifiet Mab Doue, a bersecute e Ebestel, a laqe d'ar maro e Zisqibien; ar bunicion en em brepare var he gorreguez, hac en un tol Jerusalem hac an Templ a voe distrujet, an habitantet massacret, faminet pe disperset. Qement a exemplou ne rint-y birviqen a impression varnomp? Bepret e vezimp-ni occupet ol gant traou an douar? Ne zonjimp-ni birviqen penos hon eus ur

Mestr, ha penos a fors d'en offanci, e touchomp ous ar moment ma tisgargo e golêr var hor pennou criminel?

2. Guelomp penos e vever bremàn ebars er bed, ha gant peseurt assuranç e qendalc'her da facha an Otrou-Doue: gouscoude e bunicionou n'en int qet uzet c'hoas; bemdez e zint exercet, ha n'en omp qet furoc'h a ze. Penos e vever en ur vro dezolet gant ar famin, en peini e voar gourdrouzet eus ar brezel, ar vocen, ur c'hrena-douar, eus an tân? Penos e vever ebars en ti-se prest da goeza, ebars en arme-se peini a ya da veza distrujet, ebars el lestr-se attaqet gant an tempest, peini a ya da gol? Penos e vever ebars er c'horf-se dismantet dre ar gosni pe ar c'hlénvet, peini abars nebeut deiziou a vezo en douar? O follentez an dud! Me va-unan a douch marteze ous va heur diveza; ha me a so prest? Hac én a so pep tra en urz? Mar d'òn en stad a c'hraç, ar maro a assuro va zilvidiguez; mar d'òn en stad a bec'het marvel, ar maro a laqo ar siel var va daonacion.

3. Ar Varn Jeneral a zurpreno ive an dud ebars en o occupacionou vên, ebars en o flijadurezou criminel, evel ma vezer surprenet

bremàn. Avertisset int gouscoude; ni a so ive; guelet a rint ar sinou eus a goler an Otrou-Doue; ni o guel ive. Rezista a rint, ni a rezist ive. Mes hac èn a dle an aon rac jujamanchou an Otrou-Doue ampech ac'hanomp da zêbri ha da eva, da brena ha da verza, da vatissa, da zemezi? Nan, n'en eo qet se a lavar deomp J.-C. Mes ret e vije ober an traou-se ol, hervez speret ar Gristeniach, hep ancouât an Otrou-Doue, o caout aon d'en offanci, hep staga ar galon ous an douar, hep cometi injustiçou, hep neglija an deveriou a garantez, hep souilla ar c'horf hac ar galon dre blijadurezou difennet, hep ancouât penos e zeo bêr an amzer, ha penos goude ar vuez mortel-màn, ec'h antreimp en ur vuez eternel.

Roit dìn, ô va Doue, an disposicionou santel-se ebars em ol accionou. Grit ne heuillìn qet exempl ar re en em gol, n'en em fizìn qet var an nombr bras; m'en em occupìn eus ho chujamanchou, ne zeziìn, ne glasqìn, ne garìn nemedoc'h ebars en amzer, evit ma possedìn ac'hanoc'h ebars en eternite. *Amen.*

CCXIV. MEDITACION.

Jesus a avertis e Zisqibien var an deiz a Vab an Den. Luc. 17. 31-37.

1. « En amzer-se, an hini en em gavo var » an dòen, hac en devezo e veubl ebars en » ti, ne zisqennit qet evit o c'hemer; hac » an hini a vezo ebars er parqou, ne retornit » qet qen nebeut. Ho pezit memor eus a vreg » Loth. « Evelse e rêr pa ve laqet an tân en ur guær gant un enemi victorius. Evelse ec'h êruas hep dale gant Jerusalem; evelse ec'h êruo un deiz gant ar bed antier. Adalec bremàn pellaomp dious ar bed, da viana a galon; rac devoret eo gant ar flamou eus an impurete, an ambicion, an avariçted, ar venjanç; tec'homp, gant aon da dremen eus a flamou ar viç da flamou an ifern. Greg Loth a berissas evit beza sellet var he lerc'h. Peguement a achapje, hac ur zell hepqen en eus-e collet! Ne risqomp muy eta, ne zistroomp muy ous ar bed, sonjomp en hor zilvidiguez hepqen.

2. *Piou benac a glasqo sovetât e vuez, he c'hollo, ha piou benac en devezo he c'hollet, he zovetao.* Calz dre garantez evit ar vuez

presant o deus renoncet d'ar feiz, pe n'o deus qet bet ar gourach da guemer parti ar feiz. Calz evit jouissa eus ar biijadurezou, n'o deus qet deurveet quittât ar bed, hac a so en em daonet ebars er bed. Pa zeo qestion eus ar zilvidiguez, netra ne dle beza qer deomp, nonpas memes ar vuez. Calz memes en heur ar maro, n'en int occupet nemet eus ar vuez temporel peini a finis en despet dezo, en lec'h sonjal er vuez eternel en peini e zeont da antren, hac evelse e collont hac ar vuez presant, peini n'en eo netra, hac ar vuez da zont, peini a so tout.

3. *Me a zisclêry deoc'h penos ebars en nosse, eus a zaou bersonach pere a vezo en ur memes guele, unan a vezo qemeret, hac un al a vezo lézet; eus a ziou vreg pere a valo er memes mélin, unan a vezo qemeret hac un al a vzo lezet; eus an daou zen pere a vezo en ur memes parq, unan a vezo qemeret, hac un al a vezo lezet.* Ebars er memes bro, ebars er memes stad, ebars er memes famill, unan a vezo qemeret hac un al a vezo lezet. Unan a vezo qemeret evit beza placet gant an Ælez hac ar Zent ebars er gloar; un al a vezo abandonet evit beza gant an drouc-sperejou hac an dud fal, ar victim eus ar flamou eternel.

Oh Doue! pebes separacion! Amàn e zoar mesqet fal ha mad; mes lagad an Otrou-Doue a zifferant ar mad dious ar fal, hac e varn irrevoqabl a laqo evit biqen pepini el lec'h ma vezo dleet.

4. An Diqibien *o respont a lavar dezàn: pelec'h, Otrou? Respont a eure dezo: en pelec'h benac e vezo ar c'horf, an erered en em assamblo eno.* Appliqomp, evit hon edificacion, ar c'homzou-màn, da guenta, da gorf J.-C. ebars en Sacramant an Oter, presantet en stad a varo, evit beza magadurez an eneou fidel. D'an eil, d'ar c'horf glorius eus ar memes J.-C. en deiz eus e driomph hac eus ar Jujamant jeneral. An eneou fidel en em assamblo en foul en dro dezàn, a antreo gantàn ebars en ên, el lec'h ma vezo o magadurez ebars en deliçou eus ar garantez divin epad an eternite.

Grit, ô va Doue, ma vezìn eus an nombr eus an erered misterius-se pere a zao betec an ên, pere n'o deus affeccion ebet ous traou an douar, ha pere a gontempl ar sclêrijen eus an eol a justiç. Animit ac'hanòn dre ho craç santel, evit ma vezìn dign d'en em vezur eus ho Corf sacr, ha ma qavìn ennàn an arhes demeus va union eternel ganeoc'h. *Amen.*

CCXV. MEDITACION.

Parabolen ar Barner hac an Intanvez.
Luc. 18. 1-8.

I. Poent.

Ar fin eus ar Barabolen.

« Jesus a lavaras dezo neuze ar barabolen-
» màn, evit disqeuz dezo penos e zeo ret pedi
» bepret, ha nonpas en em dicouraji »

1. Ret eo pedi bepret. Ur pratiq qer caër ha qen util n'en d'eo qet qer difficil evel ma sonjer. Ar beden cuntinuel a gonsist da guenta o veza fidel d'an exerciçou comun d'an ol gristenien, ha d'ar pedennou particulier da zerten condicionou. D'an eil, o sonjal alies en Doue, peini a vel pep tra, a so presant da bep tra; ous en em antreteni a Salmou, a Hymnou, a Ganticou spirituel; o c'houlen sicour, ar pardon eus hor pec'hejou, oc'h offr d'an Otrou-Doue ar pez a reomp hac a anduromp. Ne fot evit se nemet caout Doue, ha caout ur guir dezir da blijout dezàn. Ar bater lavaret var hon gorreguez, pep goulen eus ar beden divin-se meditet, a fournisfe d'an den ar muya ignorant matier eus ur beden cuntinuel. Er

memes tra ec'h eller en em occupi eus ar pedennou al pere a ouzor.

2. Arabat eo en em digouraji ebars an drougou eus ar vuez, ebars en hon adversiteou, ebars en hon imperfeccionou; goude memes beza bet ar maleur da offanci Doue, bezomp recours d'ar beden, hac e trec'himp hon enemiet; o efforchou memes a droyo en hon avantach. Ebars er beden en em bresant ive difficulteou; abandoni ar beden abalamour dezo, a so hêy ar victor d'an drouc-speret, o chom expozet hep difen d'e ol attaqou.

II. Poent.

Ar Barabolen.

1. *Beza a voa en ur guær ur Barner peini ne zouje qet an Otrou-Doue, ha ne rê fors eus a zen. Beza a voa ive ebars er memes qær un intanvez, hac a deue alies d'e gaout, hac a lavare dezàn : grit justiç dìn eus va adversour; mes ar Barner a voe pel hep falvezout dezàn en ober. Erfin e lavaras ennàn e-unan : petra benac ne zoujàn qet an Otrou-Doue, ha n'em eus nep consideration evit an dud, gouscoude, abalamour ma importun an intanvez-se ac'hanòn, e rentìn justiç dezi, evit ne deuyo muy d'am zourmanti hep-ces.*

Evelse an intanvez, dre he ferseverang, a deuas a benn da obteni digant ar Barner-se ar pez a refuse dezi abaoue qement a amzer. Mes selaouomp an espliqacion a ro J.-C. e-unan eus ur Barabolen qer touchant.

2. *J.-C. a ajoutas: remerqit ar pez a lavaras ar Barner mechant-se; ha Doue ne ray qet a justiç d'e re choazet, pere a gri outàn deiz ha nos, hac e souffro bepret event gi evet? Me a zisclêry deoc'h penos Doue a ray justiç dezo hep dale.* Ar venjanç divin a goezas hep dale var Jerusalem infidel. Var peguerlies a barticulier, a dirant, a nacion antier n'en eus qet punisset an Otrou-Doue an disprizanç eus ar feiz, ar bersecucionou exercet enep d'an Iliz! Mes an dreist-muzur eus ar maleur eo pa ne hanaveer qét an dorn peini a scò, pa n'en em humilier qet, p'en em galeder en lec'h en em gonvertissa. Mes, allas! an ol virou-ze eus ar venjanç divin n'en int nemet beradennou eus ar C'halir preparet d'ar bec'herien evit an deiz bras a golêr an Otrou-Doue, pa en em armo ar bed ol enep dezo.

3. Jesus a finis ar Barabolen-mâ dre ur goulen: *Mes pa deuyo Mab an Den, sònjal a rit-u e cavo feiz var an douar?* Neglija a rêr an œuvrou

œuvrou eus ar feiz, selaou a rêr an dromplerien, o zouten a rêr, disprizout a rêr moez ar Bastoret, cassât a rêr ar re a chom ferm hac a zifen ar feiz. Evelse a so êruet gant an nacionou pere o deus collet ar guir Relijion; evelse ec'h êruo un deiz gant ar bed en antier. Nebeut a dud fidel a vezo var an douar, pa deuyo an Otrou-Doue da sqêy e doliou diveza, da venji goad e Zent, ha da ober d'e enemiet santout ar boez eus e zorn ol-c'halloudus.

Ne bermétit qet, ô va Doue, e colfen ar feiz; grit er c'hontrol ma crevao ennòn muyoc'h-muy. Evit obteni ar c'hraç-se e pedìn bepret, hep james en em digouraji. Roit dìn c'houi oc'hunan ar speret a beden; formit ennòn pedennou dign da veza adresset deoc'h, pedennou animet dre ar gonfianç hac ar garantez, pere a obten bepret ho faveuriou. *Amen.*

CCXVI. MEDITACION.

Parabolen ar Pharisian hac ar Publican.

Luc. 18. 9-4.

I. Poent.

Da biou e zeo adresset ar Barabolen.

„ Proposi a eure ive ar Barabolen-màn da „ certen tud pere o devoa o c'honfianç enne

» o-unan, evel o veza just, hac a zisprize ar » real. « Ar Barabolen a voa adresset eta :

1. Da dud leun a gonfianç enne o-unan. Ar gonfianç-se a so opposet d'ar gonfianç en Doue, da zoujanç Doue, d'ar respet dleet da Zoue, a deu eus an orgouill, ha ne el qet en em gaout gant an humilite. An ompinion vad-se, an estimse en eus an den anezàn e-unan, a offanç daoulagad an Otrou-Doue, a choq memes an dud, pa allont he hanaout. Ebars en un disposicion qer maleurus, ne aller ober peden ebet a ve agreabl d'an Otrou-Doue. Êzet eo coeza ebars er fot-se; bezomp eta en eves.

2. Da dud pere en em zelle evel tud just. Hemàn eo defot certen tud just, pere o deus lec'h da zoueti eus o inoçanç; defot tud lach, pere n'o deus nemet re a sujet da gaout aon ne vent en stad a bec'het; erfin defot pec'herien memes, pa o deveus gallet cuza o dizurzou ous an dud. En em bresanti a reont ebars er Plaç santel gant hardieguez, gant orgouill, da viana gant ur familiarite peini, ma ne scandalis qet an dud, a alum coler an Otrou-Doue. Hanaveomp hon indignite, mar fel deomp beza exocet en hor pedennou.

3. Da dud pere a zisprize ar real. An orgouill a

so griziennet ennomp, ha gouscoude alies cuzet ouzomp. Hanaveomp ar viç-se dre e effejou, a bere an hini principal eo an disprizanç a inspir deomp evit hon nessa. Dioüallomp d'en em breferi dirac Doue d'an distera eus an dud, ha memes d'ar brassa pec'herien. Dioüallomp ne vemp eus an tri seurt tud-se da bere ec'h adressas J.-C. ar Barabolen-màn. *Daou zen a zavas d'an Templ evit pedi, unan Pharisian, eguile Publican.* Da lavaret eo, unan eus an dud-se pere en em dremene evit just, hac eguile eus an dud hanaveet dre an hano a bec'herien.

II. Poent.

Peden ar Pharisian.

1. En em breferi a ra d'an ol. *Ar Pharisian ous en em derc'hel en e za, a bede evellen ennàn e-unan: O Doue, me a rent graç deoc'h, abalamour n'en on qet evel ar rest eus an dud pere a so laëron, injust, aoüeltrierien; evel ive ar Publican-màn.* O renta graçou d'an Otrou-Doue, hanaveomp hon neant hac hon indignite; bezomp confus ha glac'haret da veza profitet qer nebeut eus e vadelezou; doujomp ar gont a dleomp da renta. O comz eus ar viçou pere a rën etouez an dud, dioüallomp ne

zupposfemp c'hoas an droug brassoc'h eguet n'en eo, ha n'en em gretfemp vertuzus hon-unan, abalamour ma zeo mechant ar real; n'en em gretfemp Sent, abalamour n'en omp qet anfoncet ebars er viç. Ah! mar fel deomp en em gomparaji ous ur re benac, en em gomparajomp ous ar Zent pere a so bet aroc deomp, pe ous an eneou ferväht etouez pere e vevomp; eno e qavimp peadra d'en em humilia, d'en em instrui, da imita. Ne zonjomp en dizurzou a rën ebars er bed, nemet evit en em afflija, goulen pardon ha distrêy coler an Otrou-Doue divar ar re goupabl. Penevert m'on eus bet graçou particulier, e vijemp ni hon-unan muyoc'h coupabl, ha coeza a ellomp ebars er memes excejou pere a vlamomp, ha real en hor plaç a vije guel eguedomp... Ar Publican a so ebars en Templ, a so modest, a bed; hac ar Pharisian en trêt gant disprizanç, en laqa en renq ar brassa pec'herien. Ah! peguen abominabl eo dirac Doue an orgouill peini a attaq memes ar re en em denn ebars en Templ evit pedi! Eneou devot pe benitant, blamet e viot betec ebars en creis ho tevocion, ebars en tribunal ar binijen, ous an Dol Zantel.

2. Ar Pharisian en em veul e-unan. *Fun a*

ràn diou vech ar zizun, rêy a ràn an deog eus a guement a bossedàn. Ar Judevien fervant a yune ar meurs hac ar yaou. An ol a dleye an deog eus ar frouez bras eus an douar; mes ar re a oa muyoc'h douguet evit al Lezen, a roe an deog eus al louzou fin hac ar yeod distera. Hor Pharisian, hervez e langach, a oa eus ar re barfeta; mes oc'h ober dirac Doue ar gont eus e œuvrou mad, e col ar merit anezo. Job a gomzas eus e œuvrou mad, evit repousa ar c'halomni, Paul evit souten e vinister, David evit en em douguen d'an esperanç en Doue; ar re ne maint qet ebars er memes occasionou, hac a deu d'en em antreteni eus o œuvrou mad, pe gant Doue, pe gant an dud, pe gante o-unan, en em laqa en danjer da gol ar frouez anezo, ha memes da ober anezo œuvrou a ourgouill, a zisprizanç evit ar real, œuvrou a fallentez.

3. Ar Pharisian ne c'houlen netra. Ne c'houlen nac avanç na perseveri ebars er vertu. Contant anezàn e-unan, ha leun a zisprizanç evit ar real, e zeo deut d'en em zisqeuz d'an dud, d'en em vanti dirac Doue, da ober ar velodi eus e veritou, ha da rêy dezàn e-unan ar breferanç var an ol... Ne zortiomp-ni qet alies eus ar beden

hep beza goulennet netra? Ma rafemp refleccion var ar pez en eus occupet a'hanomp dirac Doue, e hanavefemp gant confusion penos hor peden a so dign eus hon daërou, a so re hànval ous peden ar Pharisian, hac he deus ezom da veza purifiet dre ur beden hànval ous hini ar Publican.

III. Poent.

Peden ar Publican.

1. Penos e ped. *Ar Puplican er c'hontrol ous en em derc'hel diabel, ne grede qet memes sevel e zaoulagad ous an êñ, mes sqéy a ré var e beultrin en ur lavarat: O Doue!* En em derc'hel a rê a bel, da lavaret eo, en traòn an Templ. Ah! o tont d'an Ilis, ma ne chomomp qet en qichen an nor, da viana en ur antren sonjomp er vajeste eus ar plaç en peini ec'h antreomp, hac ous en em burifia dre an dour biniguet, hanaveomp hon indignite, hac en em benetromp a respet evit santelez ha grandeur an Doue a deuomp da adori. An dissipacion gant peini ec'h antreer en Ilis, en em laqer da bedi, a so ur sin re sur eus ar beden fal e zer da ober. Avançomp gant modesti, qemeromp ar plaçen em bresanto, ha mar displich d'hor vanite, sonjomp penos e zeo bepret re henorabl, pa

veritomp dre hor pec'hejou e ve memes serret an Ilis ouzomp. Ar Publican ne grede qet memes sellet ous an êñ. Ni, e lec'h sellet ous an êñ evit goulen sicour, pe ous an douar evit disqeuz hon humilite hac hon respet, e sellomp ous qement a so en dro deomp gant ul liberte peini ne guemerfemp qet en presanç un den galloudus ebars er bed; clasq a reomp peadra da antreteni hon dissipacion, hor c'huriosite, hor malignite, marteze ar gorrupcion eus hor c'halonou. Ar Publican a scòe var e beultrin. Ar memes tra a rêt adalec ar sieclou qenta eus an Ilis, pa roet benediccion ar Zacramant, pa c'houreet an Hosti, pa scòe ar Bêleg var e beultrin aroc ar gomunion. Epad ar rest eus ar beden, ar re n'o dije qet a leor, a zalc'he o daouarn juntret pe savet entreze an Oter, pe da viana arêtet gant modesti; mes hirio ar respet humen a ra neglija ceremoniou qer touchant ha qen leun a instruccion, pe o grêr evel en secret; calz memes a so en ur mouvamant cuntinuel peini a zisqeuz peguer scàn int a speret, ha peguer dissipet a galon. *Lavarat a rê: O Doue!* Comz a rê ous Doue, ha ne gomze nemet outàn. Ni er c'hontrol, betec ebars en Ilis, a gomz, a gonvers gant

ar grouadurien, hac a zorti alies hep beza lavaret netra d'an Otrou-Doue. Hac a irreverançou en hon exterieur, pere a scandaliz an dud, hac a zefotou en hon interior pere a offanç an Otrou-Doue!

2. Ar pez a c'houlen ar Publican. *O pezit truez ouzìn, n'en òn nemet ur pec'her.* Greomp alies ar beden-se peini a zere qement ouzomp, ha reparomp dreizi an defotou eus hor pedennou al. Ar voyen eo da douch calon an Otrou-Doue ha da obteni mizericord.

3. Ar frouez eus a beden ar Publican. *Me a zisclèry deoc'h penos hemàn a retornas d'ar guær justifiet, ha nonpas eguile.* Preferanç eurus! Petra a el he froculi deomp? An humilite. En em appliqomp eta da acquisita ar vertu-se, ô caout bepret ebars en hon speret ar setanç prononcet alies gant hor Zalver. *Piou benac en em zao, a vezo humiliet, ha piou benac en em humili, a vezo savet.* Setanç peini en em accomplis bemde ha dirac Doue, ha memes etoues an dud.

Sicourit ac'hanòn, ô va Doue, da drec'hi va orgouill, peini a so un ampechamant cuntinuel eus ar frouez eus va fedennou. Evel ar Farisian betec ous troad oc'h Oter, ebars er plaç

demeus oc'h humiliacionou, pa vijen memes prosternet a gorf dirac ho Majeste, e zòn en em occupet a gomparêzonou en pere e qemeren an ol avantach evidòn va-unan. Pardon, ô va Doue, pardon. Triomphit eus ar sempladurez-se peini a rën ebars em c'halon, peini n'en eo nemeur differant dious orgouill ar Pharisian; peini, evit beza dic'hizet, n'en em rent marteze nemet muyoc'h criminel dirac ho taoulagad. *O Doue, ho pezit truez ouzìn, n'en òn nemet ur pec'her hac ur pec'her bras.* Amen.

CCXVII. MEDITACION.

Bugale presantet da Jesus. Maze. 19. 13-15. Marc. 10. 13-16. Luc. 18. 15-17.

I. Poent.

Madelez Jesus.

1. „ Neuze e voe presantet dezàn bugale „ vian, evit ma laqaje e zaouarn varnezo ha „ ma pedje evite. „ An tadou hac ar mamou Christen a dle abred offr o bugale da J.-C., nonpas hepqen oc'h ober dezo receo ar vadiziant, mes c'hoas ous o recomandi bemdez d'an Otrou-Doue, ous o instrui, o tisqi dezo

pedi, douja an Otrou-Doue, en carout, asista gant modesti ebars en offiçou an Ilis; erfin, ous o disposi da ober o c'homunion guenta, ous o c'haç da gôves, qent m'en devezo ar viç ampoezonet o c'halon.

2. *Mes e Zisqibien o velet qementse a bellae ar vugale-se gant comzou rust. Mes Jesus o veza appercevet petra a rent, a voe fachet, a c'halvas ar vugale, hac a lavaras d'e Zisqibien...* Jesus en devoe un despet bras, nonpas ous ar foul a dostae outàn, mes ous e Ebestel, pere ne hanaveent qet c'hoas ar vadelez eus e galon. Petra a vezo eta e goler enep d'ar re pere, guel instruet eguet ne voa neuze e Zisqibien, hac o telc'hel e blaç var an douar, a rebut ar re vian, ar re ignorant, ar re simpl, ar beorien; enep d'ar re a bella dious an Otrou-Doue, dious ar Zacramanchou, an eneou devot hac inoçant!

3. *Mes Jesus a lavaras dezo : Lezit ar vugale da zont d'am c'haout, ha n'o ampechit qet, rac Rouantelez Doue a so evit ar re a so hànval outo.* Pebes consolacion evit an tadou hac ar mamou, pebes joa evit ar vugale, pa glêvjont comzou qen tener! Ar gomplezanç a Jesus a dle servichout da exempl d'ar re a

so carguet eus a instruccion ar vugale; a dle o ancouraji da zupporti ar fatiq, an dic'hout eus o fonccion, disqi dezo consideri ebars er vugale ar pez a voa caret enne gant Jesus, o inoçanç, o adopcion divin, an disposicion o deus da receo ar guirioneou eus ar Relijion. Comzou Jesus a dle disqi deomp hon-unan dont da veza bugale, evit beza diguemeret mad gant J.-C. Beza buguel hervez an Aviel, a so caout ar c'haliteou pere a so partach ar vugale, an inoçanç, ar vodesti, ar simplicite, an douster, an oboissanç; beza exant eus an defotou dishanav dar vugale, an orgouill, ar ambicion, an impurete, an dromplerez, ar gassoni, ar venjanç. Ma n'en em appliqomp qet da veza hànval ous ar vugale ebars er poentchou-se, ne esperomp qet caout lod en faveuriou J.-C., en anaoudeguez eus e visteriou, er gloar eus e rouantelez.

II. Poent.

Otorite Jesus-Christ hac e venediccion.

1. *Me lavar deoc'h en guirione : piou benac ne recevo qet Rouantelez Doue, evel ma rafe ur buguel, ne antreo qet eno.* Petra ezompni en effet nemet bugale en presanç ar Verb

incarnet peini a gomz ouzomp dreisàn e-unan? Petra e zomp-ni nemet bugale en presanç ar Speret-Santel, peini a gomz ouzomp dre an Ebestel ha dre an Ilis? Ar memes Done peini a c'houlen an homach eus hor c'halon evit en carout dreist pep tra, a c'houlen an homach eus hor speret, ous en credi hep rêsoni, hep clasq compren. Ar guirioneou eus a Rouantelez an ên a so dreist hon ententamant ebars er stad eus ar vuez bresant; tleout a rent eta beza proposet deomp gant un otorite souveren, peini a choulen ur zoumission a vugale. Ia, ô va Jesus! ho receo a ràn, o c'hredi a ràn; ur buguel òn, hac e fel dìn beza ur buguel oboissant.

2. *Ha Jesus o veza o briatet o binigas, o laqat e zaouarn varnezò, ha neuze e partias ac'hane.* O bugale eurus! piou n'en defe qet anvi ous ho condicion! Petra ne voe qet ennoc'h ar frouez eus ur venediccion roet gant qement a sinou a vadelez! Evit obteni ar memes faveur, en em bresantìn da Jesus gant simplicite, gant ur galon leun a feiz en e buissanç, a esperanç en e vadelez, a garantez evit e berfeccionou, a ardeur d'en em unissa gantàn; gant constanç, o souffr beza rebutet ha goal dretet gant an dud, qen em bezo obtenet evel ar vugale

eus an Aviel, ma ordreno va lezel da dostât outàn, qen a deuyo d'en em rêy dìn evit ma vezìn chenchet ennàn.

Roit dìn, ô va Zalver, ar c'haliteou-ze demeus ar vugale hervez an Aviel, evit ma credìn hep balanci ar misteriou eus ar feiz, ma heullin ar pratiqou demeus an devocion simpl ha comun, en despet d'ar furnez fos eus ar bed. *Amen.*

CCXVIII. MEDITACION.

Un Den Yaouanq a deu da gonsulti hor Zalver var ar voyen da veza salvet. Maze. 19. 16-22. Marc. 10. 17-22. Luc. 18. 18-23.

I. POENT.

Goulen an Den Yaouanq.

„ HAC evel m'en em laqe Jesus en hent, „ un den yaouanq a galite a ziredas, hac o „ veza en em laqet var e zaoulin dirazàn, e „ lavaras: Mestr mad, peseurt vad a ranqàn „ da ober evit caout ar vuez eternel? „

1. An den yaouanq-se a ra e c'houlen gant ferveur, gant respet ha confianç. Rêy a ra da Jesus an hano a Vestr mad. Gant peguement muy a gonfianç en devije goulennet c'hoas, ma

vije bet test eus ar gomplezanç hac ar vadelez gant peini en evoa Jesus briatet ha beniguet ar vugale! Ha ni pere a hanav an ol verqou a vadelez en eus roet d'an dud, perac en em adressomp-ni dezàn gant un disfianç peini a ra injur d'e galon, hac a briv ac'hanomp eus e faveuriou? O Mestr mad! ô Mestr leun a vizericord, excuzit va disfiançou, guellait ac'hanòn dioute: ac'hanòn va-unan e tisfiàn, ha nonpas ac'hanoc'h, en peini hepqen e laqàn va esperanç.

2. An den yaouanq a c'houlen petra a so ret da ober evit caout ar vuez eternel. Qement den a so var an douar a dle goulen ar memes tra. Cetu var betra e tleer en em informi en peb oad, var betra e tle pep Christen en em intêrroji bemde e-unan. Un dra edifiant eo guelet amàn un den yaouanq pinvidiq hac a galite ous en em occupi eus an eternite; mes peguer rar eo an exemplou-se en hon touez! En em informi a rêr eus ar voyen da zortial eus ar vizer, da ober fortun, d'en em zevel dreist d'ar real; mes evit ar vuez eternel, n'en em ambarrasser qet muy eguet pa ne zelfe qet ac'hanomp.

3. *Jesus a lavaras dezàn: perac ec'h inté-*

rojit-hu ac'hanòn, o rêy dìn an hano a vad? n'en eus mad nemet Doue hepqen. Jesus ne refus qet an hano a vad, mes rêy a ra da entent d'an den yaouanq penos n'en eus qet anezàn an ol ide a dleje da gaout; hac o lavarat dezàn penos an hano-se a zere ous Doue hepqen, eo evel pa larvarfe dezàn: pa roit dìn ar galite a vestr mad, e tleit sellet ac'hanòn evel Mab Doue ha nonpas hepqen evel ur mestr humen. An Disqibien a gomprenas ar respont-se, hac o deus he zremenet deomp evit m'he c'homprenjemp hon-unan. Jesus eta a so ar mestr mad dre natur, abalamour ma zeo Doue; selaouomp ar respont a ra d'an den yaouanq: *Mar fel deoc'h antren er vuez, mirit ar gourc'hemennou.* Cetu aze ar guir hent, n'en eus qet a hini al.

II. Poent.

Furnez an Den Yaouanq.

1. *Pere eo, emezàn da Jesus, ar gourc'hemennou-se a so ret da viret? Jesus a respontas dezàn: o hanaout a rit: ne lazfot qet, ne gometfot qet a aoüeltriach, ne laerfot qet, ne rentfot qet a falz testeni. Henorit ho tad hac ho mam, ha qarit ho nessa eveldoc'h oc'h-unan.* Ni a hanav ive ar gourc'hemennou-

se, mes o observi a reomp-ni? Penos o observomp-ni? Ne lêzomp-ni qet ar goler da antren ebars en hor c'halon? Ne offançomp-ni en netra ar vertu gaer eus ar burete? Ne reomp-ni gaou ebet ous hon nessa ebars en e vadou pe en e reputacion, dre accion pe dre gomz? En em acquitta a reomp-ni eus a obligacionou hon stad? En em varnomp hon-unan.

2. *An den yaouanq a respontas : Mestr, miret am eus ar gourc'hemennou-se ol adalec an oad ar muya tener.* Eürus an hini a el renta dezàn e-unan un testeni qer consolant! Ha me am eus conservet an inoçanç eus va badiziant? O pec'het milliguet, ô passionou maleurus pere oc'h eus lamet an avantach-se diganèn! Da viana adalec hirio e tetestàn va fec'hejou, e zòn rezolvet n'o c'hometìn muy.

3. *Jesus a zellas outàn, hac en caras.* Ah! da betra e servich da guement a bersonachou yaouanq parissa dign a garantez hac a istim an dud, mar d'int dre o fec'hejou un objet a horrol hac a abominacion dirac daoulagad J.-C.? Pa ne allàn, ô va Zalver, tenna varnòn dre an inoçanç ar zellou demeus ho madelez, ra dennìn da viana dre va finijen ar zellou eus ho mizericord.

III. Poent.

Tristidiguez an Den Yaouanq. ION.

1. An den yaouanq a lavaras : *Mi sujet an eus ar gourc'hemennou-se ol; petra a v-* 10. *dìn c'hoas? Jesus a lavaras dezàn : mar deoc'h beza parfet, ne vanq muy nemet un dra : it, guerzit qement oc'h eus, ha distribuit an arc'hant d'ar beorien, hac ho pezo un tenzor ebars en èn; deut neuzè, hac heuillit ac'hanòn.* Evit madou perissabl pere a abandonfot, ha pere a guittafot un deiz hep merit, ec'h acquizitfot un tenzor ebars en èn! Ha petra eo madou an douar en comparêzon da binvidiguezou an èn? Petra eo jouissa gant morc'hed epad un nebeut deiziou, en comparêzon da jouissa en peoc'h epad an eternite? Grit attancion ouspen penos Jesus a c'halv ac'hanoc'h evit beza unan demeus e Zisqibien, abalamour m'en eus evidoc'h ur garantez particulier. Goulen a rit ar voyen da veza parfet; cetu-hi aze, allas!...

2. *An den yaouanq o veza clêvet ar c'homzou-se, a yas trist meurbet, abalamour m'en evoa madou bras.* Pinvidiguezou maleurus comoditeou ar vuez, hac a eneou oc'h eus

se, mes o observi a reomp-ni? Penos o observomp-ni? Ne lêzomp-ni qet ar goler da antren ebars en hor c'halon? Ne offançomp-ni en netra ar vertu gaer eus ar burete? Ne reomp-ni gaou ebet ous hon nessa ebars en e vadou pe en e reputacion, dre accion pe dre gomz? En em acquitta a reomp-ni eus a obligacionou hon stad? En em varnomp hon-unan.

2. *An den yaouanq a respontas : Mestr, miret am eus ar gourc'hemennou-se ol adalec an oad ar muya tener.* Eurus an hini a el renta dezàn e-unan un testeni qer consolant! Ha me am eus conservet an inoçanç eus va badiziant? O pec'het milliguet, ô passionou maleurus pere oc'h eus lamet an avantach-se diganèn! Da viana adalec hirio e tetestàn va fec'hejou, e zòn rezolvet n'o c'hometìn muy.

3. *Jesus a zellas outàn, hac en caras.* Ah! da betra e servich da guement a bersonachou yaouanq parissa dign a garantez hac a istim an dud, mar d'int dre o fec'hejou un objet a horrol hac a abominacion dirac daoulagad J.-C.? Pa ne allàn, ô va Zalver, tenna varnòn dre an inoçanç ar zellou demeus ho madelez, ra dennìn da viana dre va finijen ar zellou eus ho mizericord.

III.

III. Poent.

Tristidiguez an Den Yaouanq.

1. An den yaouanq a lavaras : *Miret em eus ar gourc'hemennou-se ol; petra a vanq dìn c'hoas? Jesus a lavaras dezàn : mar fel deoc'h beza parfet, ne vanq muy nemet un dra : it, guerzit qement oc'h eus, ha distribuit an arc'hant d'ar beorien, hac ho pezo un tenzor ebars en èn; deut neuzé, hac heuillit ac'hanòn.* Évit madou perissabl pere a abandonfot, ha pere a guittafot un deiz hep merit, ec'h acquizitfot un tenzor ebars en èn! Ha petra eo madou an douar en comparêzon da binvidiguezou an èn? Petra eo jouissa gant morc'hed epad un nebeut deiziou, en comparêzon da jouissa en peoc'h epad an eternite? Grit attancion ouspen penos Jesus a c'halv ac'hanoc'h evit beza unan demeus e Zisqibien, abalamour m'en eus evidoc'h ur garantez particulier. Goulen a rit ar voyen da veza parfet; cetu-hi aze, allas!...

2. *An den yaouanq o veza clêvet ar c'homzou-se, a yas trist meurbet, abalamour m'en evoa madou bras.* Pinvidiguezou maleurus comoditeou ar vuez, hac a eneou oc'h eus

distroet dious ar stad a berfeccion da beini e voant galvet! Mes ne voa qet ur gourc'hemen a rê Jesus d'an den yaouanq dindan boan da veza privet eus ar vuez eternel. Guir eo; mes pa en eus comzet J.-C., ne renoncer qet d'ar pez a bropos memes evel ur guzul, hep un dristidiguez secret peini a rebech deomp hon lachete, a bad qeit hac ar vuez, ha ne ra nemet cresqi en heur ar maro. Possubl eo en em zovetât ebars er bed; mes peguement e tleer caout aon ne deufe ar garantez evit ar bed da ober deomp manqout d'ar pez a so necesser, goude beza distroet ac'hanomp dious ar pez a so parfet.

O Jesus! roit sclêrijen d'am speret; touchit va c'halon; roit dìn ho carantez, ar feiz, an devocion, an humilite, an douçter, ar fidelite, ar renonçamant da vadou an douar; roit dìn ar c'hraç da heuill ac'hanoc'h, o qemer ar stad da beini e zòn galvet, ha da accomplissa qement a so reqis evit beza parfet ebars em c'hondicion. *Amen.*

CCXIX. MEDITACION.

Antretien a Jesus gant e Ebestel var sujet an den yaouanq. Maze. 19. 23-30. Marc. 10. 23-31. Luc. 18. 24-30.

I. Poent.

Difficulte ar zilvidiguez ebars er madou.

N'en eus marteze guirione ebet a beini en eve J.-C. comzet qen alies ha gant qement a nerz. He adlavarat a ra amàu teir guech dious tu, en termeniou ar muya spontus.

1. *Jesus o veza guelet penos an den yaouanq se a voa en em retiret goal drist, a zellas endro dezàn, hac a lavaras d'e Zisqibien: en guirione, en guirione, me lavar deoc'h: difficil eo d'ar re o deus madou antre en Rouantelez Doue.* Dre-ol, en peb amzer, etouez an ol bobliou, ebars an ol galonou, an attach ous ar pinvidiguezou, a so bet un ampechamant ous an Aviel.

2. *An Disqibien a oa souezet o clévet Jesus o comz evelse; Jesus a ajoutas: va bugale guer, difficil bras eo mac'h antrefe en Rouantelez Doue ar re a laqa o c'honfianç ebars*

er binvidiguezou. Jesus a vele unan eus e Ebestel peini a dleye en em gol dre garout ar madou. Piou ne greno qet, piou en em gredo en assurañç, goude ar c'homzou a Jesus qen expres ha qer tener? N'en eus qet a stad qer zantel, qen oster, qer paour, ne al ar garantez evit an arc'hant ober ennàn renegadet.

3. *Me lavar deoc'h c'hoas ur vech: essoc'h e tremenfe ur c'hanval dre doul un adoz, eguet ne antrefe un den pinvidiq ebars en Rouantelez Doue.* A belec'h e teu an difficulte vrasse, peini a ya betec ur seurt a impossibilite? Guelet hon eus ar rêzoniou a guementse el lec'h al. Lavaromp c'hoas penos ar madou a deu da antreteni an ol bassionou, o fournissa ar voyen d'o c'hontanti. Ar garantez evit ar madou a justifi an ol dizurzou a bere e zeo cos. An dispignou fol a dremener evit ur mad publiq; an avariç iffam evit menajamant; an attancion cuntinuel d'ar profit, evit furnez ha precocion. Ha penos, gant qementse, beza Christen, carout Doue hac an nessa, dezirout ar madou celestiel, antren ebars en ên? An dra-ze a so impossubl, hac ar gomparêzon a beini en em zervich J.-C. n'eo qet re gre. Ac'hane S. Jacqes a avertis an dud pinvidiq da grial ha da oëla,

en lec'h ar beorien a dle en em gonsoli hac en em rejouissa, mar hanaveont o boneur.

II. Poent.

Ar zilvidiguez possubl gant ar madou, asssuret dre ar renonçamant d'ar madou.

1. *An Disqibien o clêvet ar c'homzou-se, a voa muyoc'h souezet c'hoas, hac a lavare an eil d'eguile: piou eta a el beza salvet? Mes Jesus o sellet oute, a lavaras: an dra-ze a so impossubl d'an dud, mes nonpas da Zoue. Rac qement a so impossubl d'an dud, a so possubl da Zoue.* Guelet a so en pep amzer, ha guelet a rêr c'hoas bremàn tud en creis ar madou o veva diangach, humbl, mortifiet, oc'h implija ar pez n'en eo qet necesser dezo en œuvrou a relijion hac a drugare. Ne reon qet qementse anezo o-unan, mes dre an ol c'halloud eus an Otrou-Doue. Ar zilvidiguez a so possubl eta memes gant ar madou.

2. *Neuse Pér o qemer ar gomz, a lavaras dezàn: evidomp-ni pere a velit hon eus quittet pep tra hac heuillet ac'hanoc'h, petra a vezo hon recompanç? Jesus a respontas dezo: Me lavar deoc'h en guirione, penos en amzer an eil guinidigez, pa vezo Mab an Den azeet var an tron eus e c'hloar, c'houi vere*

oc'h eus va heuillet, a vezo ive azeet var daouzec tron, hac e varnfot an daouzec Tribu a Israel. Piou a ouffe admira aoüalc'h ur bromessa qer manifiq! Adalec ar bed-màn, ar Gristenien, adganet dre ar vadiziant, represantet dre an daouzec Tribu a Israël, a so gouarnet ha barnet gant an Ebestel hac o heritourien, azeet var gadoriou pe droniou savet dre otorite J.-C. Hor Zalver pignet en ên hac azeet var an tron eus e c'hloar en tu deo d'e Dad, a zigaças ar Speret-Santel; neuze e comanças e bromessa da veza accomplisset, evit cuntinui betec fin ar bed hep interrupcion. Mes ebars en deiz bras eus ar Resurreccion Jeneral, e parisso gant e ol eclat an otorite-se roet da Chefou an Ilis; neuze ne vezo muy disprizet ho setançou; ar mallozou a brononcint enep d'an dud amcredul ha d'ar bec'herien, o devezo o effet evit an eternite. Ah! pedomp-e da veza hon avocadet qent beza hor barnerien, credomp ar pez a zisqont deomp, hac observomp ar pez a ordrenont.

3. *Me lavar deoc'h en guirione, penos nicun ne guittao, evidòn hac evit an Aviel, e di pe e vreudeur, pe e c'hoarezet, pe e dad, pe e vam, pe e vreg, pe e vugale, pe e zouarou,*

ne recevo adalec bremàn, ebars er siecl-màn memes cant-qement a dier, avreudeur, a c'hoarezet, a vugale hac a zouarou, en creiz ar bersecucionou, hac ebars er siecl da zont ar vuez eternel. Hac a galonou a so bet touchet dre ar c'homzou-se! Hac o deus grêt a gôvessoret courajus, a relijiuset fervant, a vissionerien ardant! Tud ar bed a vel gant admiracion, hac avichou memes gant anvi, an accomplissamant eus ar bromessa peini a sel ar vuez bresant. Mes gant peseurt joa, ar re a eprouv an accomplissamant evit ar pez a sel ar bed-màn, ne c'hortozont-y qet ar pez a so prometet evit ar bed al! Pebes maleur evite, ma en colfent dre o inconstanç pe o infidelite! Hor Zalver a finis an antretieu-màn dre gomzou pere en evoa lavaret dija ebars en un occasion al, ha pere hor bezo c'hoas lec'h da vedita goude qement-màn. *Mes calz, eus a guenta e zoant, a deuyo an diveza, pe eus an diveza a deuyo ar c'henta.* Ar re baoura hac ar muya disprizet ebars er bed-màn, evel an Ebestel, a vezo ebars er bed al, hac en ur fêçon benac ebars er bed-màn memes, ar pinvidiqa hac ar muya henoret. Ar Judevien a voa galvet ar c'henta da Rouantelez Doue;

mes abalamour d'o dallidiguez ha d'o c'halecder, ne antreint nemet en nombr bian ebars en ên; elec'h ar Jentilet, galvet an diveza, mes nebeutoc'h opposet d'an Aviel, a antreo en foul hac a zalc'ho ar renq qenta.

Ah! peguement a c'honeer, ô va Doue, pa goller un dra benac evidoc'h! Receo a rêr infinimant muy eguet na roer. Grit eta ma quittain gant joa, qerqent ha ma plijo ganeoc'h, qement a ve capabl d'am arêti ebars en hent ar zilvidiguez hac ar berfeccion, evit acquisita madou spirituel, pere hepqen a el va renta eurus ha dign d'o clorifia epad an eternite. *Amen.*

CCXX. MEDITACION.

Parabolen al Labourerien cacet da heuriou differant eus an deiz. Maze. 20. 1-16.

I. Poent.

Ar Barabolen.

1. „ Rouantelez an ên a so hànval ous un „ tad a famill peini a zortias adalec ar mintin, evit „ goulen tud da labourat en e vinien. Hac o „ veza en em accordet gant al labourerien eus

„ un diner evit an devez, o c'haças d'e vinien.
„ Sortial a eure c'hoas vardro an deirvet heur,
„ hac o veza guelet real pere a voa var ar plaç
„ hep ober netra, e lavaras dezo: it ive da
„ labourat d'am vinien, ha me a royo deoc'h ar
„ pez a vezo rêzonabl; hac ec'h ejont. Sortial
„ a eure c'hoas vardro ar c'houec'hvet heur,
„ hac an naovet, hac e ras ar memes tra. Erfin
„ o veza sortiet var an unecvet heur, e cavas
„ real pere a voa eno, hac e lavaras dezo:
„ perac e chomit-u aze hed an deiz hep labou-
„ rat? Den, a lavarjont dezàn, n'en eus gou-
„ lennet ac'hanomp, hac e lavaras dezo: it
„ ive d'am vinien. „ An tad a famill eo an Otrou-Doue; ar vinien eo e Relijion, e Lezen peini a gompren ar vertuziou, ar feiz, an esperanç, ar garantez, ar binijen, hac an œuvrou mad dre bere e voa ret en em brepari da receo ar Messi. An diner eo ar Messi e-unan, e vadiziant, an antre ebars en Ilis evit jouissa eus an ol vadou en eus laqet enni. Dre ar pemp heur differant ec'h entent darn ar pemp amzermàn: amzer Adam, amzer Noe, amzer Abraham, amzer Moyses, hac amzer J.-C. Real a entent dre an heur guenta, predicacion Yan-Badezour; dre an teir heur goude, an tri bloavez

eus a bredicacion hor Zalver, ha dre ar bempet heur predicacion an Ebestel.

2. *An nos o veza éru, Mestr ar vinien a lavaras d'e c'houarner : grit d'al labourerien en em brezanti, ha péit-e adalec ar re diveza betec ar re guenta. Ar re a voa deut vardro an heur unecvet, o veza tostét, a recevas pepini un diner. Ar re a oa bet goulennet ar c'henta, o tont d'o zro, a gredas e vije roet ouspen dezo; mes ne recevjont ive nemet un diner pepini. Hac ous en receo e vurmurent enep d'an tad a famill. Ar re diveza-màn, a lavarent, n'o deus labouret nemet un heur, hac e roit dezo qement ha deomp, ni pere hon eus douguet ar boez eus an deiz hac an domder. Mes respont a eure da unan anezo : va mignon, ne ràn qet a c'haou ouzoc'h; n'en oc'h-u qet accordet ganén evit un diner? Qemerit ar pez a apparchant ouzoc'h, hac en em retirit. Me a fel dìn réy d'an diveza-màn qement ha deoc'h. Ha n'en eo qet permetet dìn ober ar pez a blich dìn gant va zraou, pe ho lagad hac ên a so mechant, abalamour ma zòn-me mad?* An ol a zant peguer just e oa ar respont; guelomp an applicacion anezi.

3. *Evelse ar re diveza a vezo ar c'henta,*

hac ar re guenta a vezo an diveza. An Otrou-Doue en eus bet sourci en peb amzer da zerc'hel ar guir Relijion ebars er bed. Guelet a reomp donidiguez ar Messi, e rën hac e Ilis. Ar Judevien o deus recevet graçou particulier; dezo e oe roet al leoriou eus an Testamant Ancien; dezo e oe cacet ar Brofetet; dezo e disqeuzas Yan-Badezour ar Messi; dezo en em bresantas ar Messi e-unan; dezo e prezeguas an Ebestel. Pa oe accomplisset ar brofeciou, pa oe êru an nos evit ar Judevien, pa oe êru an amzer da rêy ar pez a oa prometet d'ar bed ol, ar mestr a ordrenas comanç dre ar re diveza, da lavarat eo, dre ar Jentilet. Ar Judevien a vurmuras, an Ebestel a respontas penos Doue a oa Doue ar Jentilet coulz ha ma oa Doue ar Judevien, penos e oa Mestr d'an ol hep distinccion, ha pinvidiq en qever qement en invoqe. Traou qer sansibl, anoncet en ur fêçon qer sclêr, n'en int-y qet ur breuven patant eus a virione an Aviel? Ar faveur accordet d'ar Jentilet ha cuntinuet bete vremàn, a dle crevât hor feiz, ha beza evidomp ur sujet cuntinuel a admiracion, a accion a c'hraç. Hor Zalver erfin a ro deomp ar rêzon evit peini e zeo bet laqet ar Jentilet en plaç ar Judevien, en

ur lavarat : *Rac calz a so galvet, ha nebeut a so choazet.* An ol Judevien a voa bet galvet, mes nebeut anezo a respontas d'o vocacion. Evelse pec'het, amcredulez ar Judevien a voe silvidiguez ar Jentilet. Bezomp eta fidel ni honunan, ma ne fel qet deomp guelet real laqet en hor plaç.

II. Poent.

Profit da denna eus ar Barabolen.

1. An deiz eus ar Barabolen eo ar vuez bresant, peini n'eo netra en comparêzon d'an eternite. An heuriou differant a verq an oajou differant en pere en em roer da zervich Doue; an oad crén, ar yaouanqis, an oad parfet, an oad avancet, ar gosni. Da bet heur hon eus-ni comancet? Pet heur eo bremàn evidomp? Hac e vemp yaouanq, marteze e zomp en heur diveza. Comançomp eta da labourat a barfetet, ha ne zifferomp muy. N'en omp bet nemet re hir amzer dezus. Goelomp qement a heuriou collet; diouallomp ne vemp surprenet gant an nos, evel ar re n'o devoe nemet un heur da labourat.

2. An nos eo ar fin eus hor buez, ar jujamant particulier, ar jujamant jeneral, en pere e vezo recompancet ar re o devezo labouret betec

ar fin. Ar recompanç egal a zinifi penos darn, petra benac ma vezint en em roet abretoc'h d'al labour, n'o devezo qet meritet muy eguet real pere a vezo comancet divezatoc'h, ar ferveur eus ar re-màn o veza fournisset en plaç an amzer peini a so bet berroc'h evite. Ar murmurou eus al labourerien ha respont ar mestr, ne zinifiont qet e c'hoarvezfe ar memes tra er Varn diveza, mes a avertis ac'hanomp da nonpas murmuri presantamant enep d'ar justiç ha d'ar furnez eus an Otrou-Doue, ha da gredi parfetamant penos mar ro ur recompanç egal, e cav ur merit egal, hac e rent da bepini hervez, e œuvrou, evel m'er guelo ar bed ol en deiz diveza.

3. *Evelse ar re diveza a vezo ar c'henta, hac ar re guenta a vezo an diveza.* Moyen puissant evit ancouraji an ol; ar re guenta, evit n'en em lezint qet dre o lachete da veza tiet pe dremenet memes gant ar re diveza : ar re diveza evit n'en em digourajint qet, pa allont dre o ferveur beza egal d'ar re o deus comancet aroc dezo. Rêzon grén evit hon delc'hel ol ebars en humilite; ar re diveza da veza comancet qer divezat, ha da veza gouscoude qen nebeut fervant; ar re guenta, da veza qer

nebeut avancet, evite da veza comancet abred. Erfin rêzon da nonpas disprizout den. Ar penitant neve-se a so marteze fervantoc'h eguedòn; ar pec'her-se marteze en em gonvertisso hac a vezo santeloc'h. Ha me a so convertisset mad? C'hoas ec'h allàn col ar feiz hac ar c'hraç, ha mervel hep beza o reparet.

4. *Rac calz a so galvet, ha nebeut a so choazet.* Calz galvet d'ar gristeniach, d'arberfeccion, d'ar binijen; nebeut a Gristenien en œuvrou, nebeut a vouir benitantet, nebeut a Zent. A beseurt niver e zòn-me? Guelet a ràn ennòn calz a resolucionou, a zeziriou, a inspiracionou, a zollicitacionou, a vocacion, mes nebeut a accion, nebeut eus an œuvrou-se pere, evel a lavar S. Pêr, a dle assuri ac'hanòn da veza eus ar re choazet.

Petra a vezìn-me, ô va Doue, ma ne chenchàn a vuez hep differi! Va guervel a rit c'hoas en heur-màn; e zàn da labourat bremàn zouden, pa em eus collet qement a amzer; gant fidelite, pa zeo dleet deoc'h va ol momentchou; gant perseveranç, pa ne roit ar recompanç nemet d'ar re a labour betec an nos; gant courach evit repari an amzer dremenet; gant humilite, abalamour ha pa vijen eus ar re guenta, an

orgouill am rentfe eus ar re diveza, hac an humilite er c'hontrol, eus ar renq diveza en peini e zòn, a el ober dìn tremen d'ar renq qenta; erfin, gant ferveur, rac ho recompançou e vezo muzuret nonpas hepqen var an amzer, mes c'hoas var an ardeur hac ar garantez. Grit ma ramplacìn dre va ferveur ar zervich hir peini a vanq dìn. Soutenit ho labour, ô va Doue! *Amen.*

CCXXI. MEDITACION.

Jesus a glêo ar c'hélou eus a glénvet Lazar.
Yan. 11. 1-10.

I. Poent.

Cundu C'hoarezet Lazar.

1. „ Beza a voa un den languissant, hanvet „ Lazar, peini a oa eus a vourg Bethani, en „ pelec'h e chome Mari ha Martha e c'hoarezet. „ Peguen alies e vezer re divezat da glasq ar Vêleyen evit an dud clàn! Pebes rebech evit qerent ha mignonet un den maro hep Sacramanchou, evit ar vedecinet pere o deus-àn trêtet! Mes qementse ne escus qet ar pec'her peini a el mervel dre accidant pe a varo subit, ha da beini ur c'hlénvet hir n'en eus qet ins-

piret a zantimanchou a binijen. Bezomp eta bepret prest evidomp hon-unan, ha bepret attantif ha pront da zicour ar real.

2. *Mes Mari a oa an hini a scuillas var hor Zalver heol a barfum, hac a dorchas e dreid gant he bléo, ha Lazar peini a oa neuze clàn, a oa he breur.* Ti Vartha, Mari ha Lazar o breur, a voa bepret digor da Jesus ha d'é Zisqibien. Guelet hon eus gant peseurt ardeur e vije diguemeret eno. Eurus ar famillou en pere e zeo henoret ha servichet Jesus, en pere e rêr œuvrou mad, e lojer Disqibien Jesus, e soulajer ar beorien!

3. *An diou c'hoar-se eta a gaças da lavarat da Jesus : Otrou, an hini a garit a so clàn.* Ebars en daou c'hir-se, peguement a feiz, a confianç, a garantez! Ah! mac'h alfen pedi gant ar memes santimanchou! Mes ma n'em eus qet ar memes ferveur, en em zervichin eus ar memes comzou, ô va Doue, hac e lavarin deoc'h hep-cess : Otrou, an ene-se peini a garit, evit peini oc'h eus roet ho Coad hac ho puez; an ene-se peini a garit, a so languissant ha clàn, a so attaqet gant mil dentacion, sujet da zefotou hep niver, ne lavaràn qen deoc'h: he c'harout a rit, hac an ol c'hallout oc'h eus.

II. Poent.

Cundu Jesus en qever an diou c'hoar hac o breur.

1. *Jesus o veza clévet qementse, a lavaras dezo : ar c'hlénvet-se n'eo qet evit ar maro, mes evit gloar Doue, evit ma vezo glorifet Mab Doue dreizàn.* An Ebestel ne gomprenjont qet ar mister eus ar c'homzou-se, hac a jujas hepqen penos ne oa risq ebet evit Lazar. Mes petra a dleas an diou c'hoar da zonjal pa veljont o breur maro? O feiz o zoutenas ebars en ur circonstanç qer terrubl. Hervez an exemple, n'en eus fors petra a êrufe ganeomp, ne vurmuromp qet, ne zisfiomp qet.

2. *Mes Jesus a gare Martha, Mari hec'hoar ha Lazar.* O Jesus, carout a rit ar famill-se, hac e lezit Lazar da vervel, hac e ziou c'hoar da scuill qement a zaelou! Ia, evelse e trêtit ho mignonet, evelse e zoc'h bet trêtet oc'h-unan gant ho Tad a beini e zoc'h ar Mab muya caret. Ne antreimp-ni birviqen ebars en desseniou an Otrou-Doue! Ne gonsideromp nemet ar moment presant, hep falvezout deomp gortos ar fin, en peini ar joa hac ar gloar a vezo seul-vrassoc'h, ma vezor bet muyoc'h afflijet hac humiliet. Tri zra ne allont qet

beza separet : carantez Jesus, ar c'hroasiou hac ur joa hep fin.

2. *Goude m'en devoe clévet ar c'hélou eus a glénvet Lazar, e chomas c'hoas daou zevez elec'h ma voa.* O tifferi evelse e rente Jesus incontestapl ar miracl a dleye da ober, hac ar gonsolacion a dleye da rêy d'ar famill respectapl-se, ar muya sansibl a eller da imajina. Fellout a rê dezàn nonpas guellât ur c'hlànvour, mes ressuscita un den maro. Pa ziffer an Otrou-Doue d'on exoci, en eus e zesseniou evit e c'hloar hac hon avantach hon-unan. Gortozomp e amzer gant confianç; beza en eu evit hor c'honsoli, nonpas hepqen ar spaç bêr eus ar vuez-màn, mes c'hoas an ol eternite.

III. Poent.

Jesus a barti.

1. *Ha goude e lavaras d'e Zisqibien : retornomp en Judee.* Jesus a retorn eta en Judee, en pelec'h goude beza grêt miraclou neve, e finisso e vuez var an douar ebars en humiliacionou hac en tourmanchou. Deomp ive el lec'h ma c'halv an Otrou-Doue ac'hanomp, el lec'h ma ellomp procuri e c'hloar ha silvidiguez an eneou, hep caout aon rac an injuriou, ar goaldretamanchou, ar suppliçou, ar maro memes.

2. *An Disqibien a lavaras dezàn : Mestr, qer nebeut a amzer zo e clasqe ar Judevien massacri ac'hanoc'h, hac e comzit dija da zistrey en o zouez!* Cetu aze qelennadurezou ar guerent hac ar vignonet, bepret prest dre ur gompassion fos, da bellât ac'hanomp dious hent ar groas, da ampech ac'hanomp da ober bolonte Doue, d'en em vortifia, d'en em exposi da labouriou ha d'an danjeriou eus ar vuez apostoliq.

3. *Jesus a respontas dezo : an deiz ha n'en eus-àn qet daouzec heur? An hini a guerz ebars en deiz ne heurt qet, abalamour ma ve sclêrijen ar bed-màn. Mes mar qerzer ebars en nos e heurter, abalamour n'en eus qet a sclêrijen.* Bolonte Doue, an deveriou eus hor stad, cetu aze sclêrijen an deiz peini a dle hor c'hundui; mar he heuillomp, ne heurtimp qet, ne goezimp qet. Hor bolontez hon-unan, hon ambicion, hon interest, hon diegui; cetu aze tevalijen an nos; mar qerzomp enni, ne allomp qet manqout d'en em egari, da goeza, d'en em gol.

O va Doue, ne bermetit qet en em exposfen da goeza bep camet o heuill va inclinacionou; grit ma qerzìn gant assuranç o henill ho courch'emennou, evit ma parvenìn d'an eternite eurus. *Amen.*

CCXXII. MEDITACION.

Jesùs a anonçe Bassion evit an deirvet guech. Maze. 20. 17-19. Marc. 10. 32-34. Luc. 18. 31-34.

I. Poent.

Ar circonstançou eus ar Brofeci.

1. „ PA oant en hent evit mont da Jerusalem, „ Jesus á guërze aroc dezo; spontet e oant, ha „ n'en heuillent nemet en ur grena. « Hor buez á zo un hent en peini ne rancontrer nemet croasiou, ha peini a finis dre ar groas. Evit ne vezimp qet spontet evel an Ebestel, sonjomp e qerz Jesus aroc deomp evit hor zouten hac hor c'hreât. Un disqib a dle heuill e Vestr, ur soudard e Gabiten, ur sujet e Roue, ur c'haptif e Liberator, ur c'hrouadur e Zoue. Roit dìn, ô Jesus, un elvaden eus ar garantez divin peini a ra deoc'h qerzat ebars en hent ar groas gant qement a ardeur hac a assuranc.

2. *Neuze o qemer a goste e zaouzec Abostol.* D'an eneou choazet e tizolo Jesus e secrejou. Evit profita eus ar c'hraç a ra deomp, e renqomp en em zepari dious ar foul dre ar silanç hac an orêzon. Jesus a ra ar revelacionmàn d'e Ebestel, pa zint spontet, pa n'en

heuillont nemet en ur grena. Ebars en hor spont ispicial, ebars en hor poaniou a speret, en hor souffrançou, en hon affliccionou, en hor c'hlénvejou, pa dosta ar maro, e tleomp en em ancouraji, en em anima dre ar veditacion a souffrançou Jesus.

3. *Comanç a ras da zisclèry a dezo ar pez a dleye éruout gantàn. Mont a reomp da Jerusalem, ha qement a so bet scrivet gant ar Brofetet var sujet Mab an Den, a ya da veza accomplisset enò.* Abaoue comançamant ar bed, hac ebars en ol sieclou goude, e voa bet anoncet gant differant personachou, qement a sel ous ar Messi, e zouffrançou hac e c'hloar, qement a oa bet anoncet, a zo bet accomplisset en misteriou Jesus hor Zalver. O Relijion zantel, ar speret a c'hevier ne ouffe qet imita ho caracteriou divin.

II. Poent.

Detaill eus ar Brofeci.

1. *Lavarat a eure dezo eta: cetu ni o vont da Jerusalem; eno Mab an Den a vezo livret da Brincet ar Vêleyen, d'ar Scribet ha d'ar re ancien eus ar bobl, pere er c'hondaono d'ar maro. En livra a rint neuze d'ar Jentilet, pere a ray goap anezàn, er flajello*

hac er c'hrucifio. En insulti a rint, crànchat a rint en e vizach, ha goude er beza flajellet, e rint dezàn mervel, hac e ressuscito an drede deiz. Souffrançou anoncet ebars en detaill a velomp amàn, a zo ur breuven patant eus a Zivinite J.-C.

2. Cetu aze eta, ô va Zalver, ar pez oc'h eus deurveet da zouffr evidòn! Pebes humiliacionou, pebes tourmanchou, pebes maro! Ar zê vên, ar vantel scarlec, ar benduen, ar gurunen spern, ar foetou, an tachou; ne ouzer peini eo ar brassa, an disprizanç pe ar grueldet. O va ene, peguer dign eo eus da garantez an hini en eus souffret tourmanchou qen indign ha qer cruel evit delivra ac'hanout dious ur maleur hep fin, ha proculi dit un eurustet eternel.

3. Resurreccion J.-C. anoncet hac accomplisset a beurechu ar preuvennou eus e zivinite. N'en eus muy ezom da ajouti netra. En em ancourajit, Ebestel aoniq, ha pa velfot ho Mestr ebars er souffrançou, o vervel, o pezit sonch penos prest goude èr guelfot ebars er gloar. En em ancourajomp ni hon-unan ebars er souffrauçou, dre an assuranç eus ar Resurreccion.

III. Poent.

Profeci sclér.

Mes ne gomprenjont netra en qementse ol: beza a oa evite un divinaden, ha ne ententent netra ebars er pez a lavare dezo. Daouest peguer sclêr e oa ar brofeci, an Ebestel, o credi evel ar gomun penos rën ar Messi a vije ur rën tamporel, ne gomprenjont netra ebars er pez a lavare Jesus dezo. Allas! mister ar Groas a so c'hoas ur mister cuzet ous un niver infinit a dud.

1. Ous ar sperejou orgouillus hac amcredul. Ne gomprenont qet an œuvrou eus a buissanç hac a furnez an Otrou-Doue, hac e felfe dezo compren an œuvrou eus e garantez, e justiç hac e vizericord!

2. Ous ar c'halonou dissipet hac insansibl. Ar Relijion en antier a anonç deomp ar mister eus ar Groas, an Imach eus a Jesus crucifiet en em bresant dre ol d'hon daoulagad; mes qementse tout a so ul langach cuzet evidomp. Asista a reomp ebars er memes sacrifiç evel hini ar C'halvar, ha ne gomprenomp netra ennàn. Piou a gompren ar mister-se? ar re er medit gant attancion, ar re a vesq da viana o daelou gant goad o Zalver. Ur gomz hepqen,

an distêra objet a denêra, a douch, a benetr o c'halonou, a nevea o c'harantez hac o hanaoudeguez vad. Perac n'en on-me qet eus an nombr-se !

3. D'an dud sansuel hac hep mortificacion, pere a glasq en pep tra o flijadur, ne fel dezo souffr netra, a accord d'o c'horfou qement a so capabl d'o ampoezoni. Piou a gompren ar mister eus a zouffrançou Jesus? Ar re a zoug o c'hroas gant resinacion, a refus d'o c'horf qement a ve capabl da antreteni e bassionou, a ra dezàn anduri un dra benac eus a boaniou Jesus dre an instrumanchou a binijen, pere a so implijet ha recomandet gant ar Zent evel moyenou effedus da imprima Passion Jesus ebars en hor c'halonou.

O va Zalver, bet on lach ha deliqat betec ebars en tribunal hac en exerciç eus ar binijen, pa dlejen en em bunissa evit pec'hejou pere o deus coustet qement d'o carantez! Disqib da un Doue crucifiet, ne gomprenàn qet peguen oblijet on d'en em gontraign ha d'en em gastiza. Oc'h Ebestel a heuille ac'hanoc'h en ur grena, mes oc'h heuill a rent; ha me ne bellaàn-me qet diouzoc'h? N'en em zeparàn-me qet dious ar re a so deoc'h? Ne abandonàn-me qet oc'h

interest, gant aon da gaout lod en ho souffrançou? Gouscoude gant peseurt condicion e zon-me bet recevet en renq ho Tisqibien? Ha n'en eo qet evit souffr ganeoc'h, evidoc'h, hac eveldoc'h? Roit dìn ar c'hraç d'en ober, ô va Doue! *Amen.*

CCXXIII. MEDITACION.

Bugale Zebedee hac o Mam. Maze. 20. 20-28. Marc. 10. 36-45.

I. Poent.

Caracteriou an Ambicion.

1. „Jacqes ha Yan, bugale da Zebedee, o „ tostât ous Jesus, a lavaras dezàn : Mestr, „ ni a felfe deomp e rafac'h evidomp ar pez „ e zeomp da c'houlen diganeoc'h. „ An ambicion ne c'houlen qet beza refuset. Ma ne obten qet ar pez a zezir, e toug d'ar murmurou, d'ar c'hlêmou, d'ar revolt. A beguement a scandaliou, a herisiou e zeo bet cos! Petra benac ne ignore qet Jesus ar pez a voa en calon e zaou Abostol, *e lavaras dezo: petra a fel deoc'h? Hac e lavarjont dezàn: accordit deomp ma vezimp azeet ebars en ho cloar, unan en tu deo deoc'h, hac eguile en tu cleyz.*

Evelse e tizoloent o ol zempladurez peini ne hanaveent qet c'hoas.

2. *Neuze mam bugale Zebedee a dostaas outàn gant he daou mab, en adoras, ò c'houlen digantàn ur c'hraç. Petra afel deoc'h, a lavaras Jesus dezi? Respont a eure : ordrenit ma vezo va daou vab, pere a so amàn, azeet unan en tu deo deoc'h, hac eguile en tu cleyz* Pa beder evit un interest tamporel benac, e peder gant ardeur ha gant respet; en em humilia a rêr evit beza savet; implija a rêr ar mignonet, ar guerent, ar brotectoret. Perac ne guemeromp-ni qet ar memes moyenou evit obteni ar graçou interior a bere hon eus qement a ezom !

II. Poent.

Remejou ous an Ambicion.

1. *Mes Jesus a lavaras dezo : ne ouzoc'h qet petra a c'houlennit.* Nan certen; goulen a rent plaçou en ur Rouantelez tamporel eus ar Messi; ha ne voa na plaçou na Rouantelez. Peguen nebeut e hanaveomp ar pez a so an objet eus hon ambicion ! Peguement a garje n'o devije sonjet biscoas er pez o deus deziret hac obtenet! Evit pet e zeo bet an objet eus o ambicion ur zourcen a chagrin, a boan,

a valeuriou, un occasion a bec'hejou, ha marteze eus o daonacion eternel! Goulennomp digant Doue ne êruo birviqen netra ganeomp nemet evit e c'hloar hac hor zilvidiguez.

2. Jesus a c'houlennas oute : *Ha c'houi a el eva ar c'halir a dleàn da eva, pe beza badezet eus ar vadiziant a beini e tleàn beza badezet? Lavarat a rejont dezàn : er gallout a reomp. Jesus a lavaras dezo : guir eo ec'h evfot ar C halir peini a evìn, hac e viot badezet eus ar vadiziant a beini e tleàn beza badezet : mes evit beza azeet en tu deo pe en tu cleyz dìn, n'eo qet me a dle en accordi deoc'h; qementse a so evit ar re da bere e zeo preparet gant va Zad.* Ar pez a dleomp hepqen da zezirout, eo eva ar c'halir c'huero a so bet evet gant J.-C., beza badezet eus ar vadiziant a zisprizanç, a affrontchou, a oad, a beini e zeo bet badezet. An daou Abostol o devoe ar boneur da eva ar c'halir-ze, da veza badezet eus ar vadiziant-se; mes goude beza chenchet antieramant o ideou var ar pez a so amàn an objet eus o ambicion. Goulennomp ous Doue nonpas ar c'henta plaçou ebars en ên; mes ar c'hraç da veritout an hini a so destinet deomp, o labourat d'en em zantifia hervez hor stad.

III. POENT.

An Humilite.

1. *An dec Abostol al o veza clévet qementmàn, o devoe despet ous an daou vreur. Mes Jesus o galvas davitàn, hac a lavaras dezo: Gouzout a rit penos Princet an Nacionou a vestroni varnezo, ha penos ar re vras a ra uzach eus o otorite var o zujedi. Ne vezo qet ar memes tra entrezoc'h; mes an hini a falvezo dezàn beza ar brassa en ho touez, ra vezo servicher an ol, hac an hini a falvezo dezàn beza ar c'henta, bezit domestiq ar real.* Qentel admirabl, instruccion divin! Peguer mad e oe comprenet ha pratiqet goude ze gant an Ebestel! Peguement a eneou jenerus o deus he heuillet ebars er gouentchou hac en hospitaliou, ebars er plaçou huella, ha betec var an trôn! Pebes scandal, ma ne ve qet ar reglen eus a gundu Ministret J.-C.!

2. *Rac Mab an Den n'en eo qet deut evit beza servichet, mes evit servicha, ha rêy e vuez evit redempcion calz.* Peseurt orgouill, peseurt ambicion a el rezista ous exempl un Doue grêt Den, hac humiliet bete mervel evidomp! An Ebestel ol o devoe tor ebars en occasion-màn; mes Jesus en em appliq da effaci dre an douçter ar zantimanchou eus o ambicion, ha da vellât ar gouliou eus o

c'halon. Ah! peguer mad eo ar Mestr peini a zervichomp! Qaromp-àn gant sincerite; gouzout a ra supporti hon defotou; selaouomp e voez pa ra deomp o hanaout, ha pa zisq deomp ar voyen d'en em gorrija.

O va Jesus, dizolo a rit dìn amàn ar gouli eus va c'halon, ha rêy a rit dìn ar remejou a dleàn da appliqa. E zàn d'o implija gant ho sicour; rentit-e effedus. Roit dìn ar speret a humilite, a garantez hac a zouçter a bere e presantit amàn un exempl qer parfet! Ho polonte hepqen ra vezo grêt ennòn, rac ho furnez infinit a hanav va ol ezomou. Ha pa formìn deziriou particulier, n'o exocit, ô va Doue, nemet en qément ha ma vezint evit ho cloar ha va zantificacion. *Amen.*

CCXXIV. MEDITACION.

Jesus a vella un Den Dal tost da Jericho. Luc. 18. 35-43.

I. POENT.

An dallidiguez corporel hac an dallidiguez spirituel.

1. « EVEL ma tostae Jesus da Jericho, e » cavas un den dal peini a voa azeet var bord

" an hent, hac a c'houlenne an aluzen. " Peguer trist eo stad un den privet a sclêrijen an deiz, peini ne vel qet memes an traou a so en dro dezàn hac a douch outàn! Mes peguement eo tristoc'h c'hoas stad un den privet a sclêrijen an Otrou-Doue, evit peini ar guirioneou ar muya important, ar maro, ar jujamant, an ifern, ar barados, a so guirioneou cuzet, pere ne reont impression ebet varnezàn; evit peini ar misteriou ar muya touchant hac ar muya consolant eus un Doue Salver marvet evit er prena, a so misteriou cuzet, pere ne broduont ebars en e galon nep santimant a feiz, a esperanç hac a garantez.

3. *An dal-se a oa azeet.* Un den dal n'eo capabl da netra. Mar fel dezàn ober ul labour benac, e ra compassion da guement er guel. Petra a vad a el da ober un den dal a speret? Gouscoude ne baouez tam, hac e cred profita calz. Den disqiant! ma velfec'h petra a rit, o pe mez ac'hanoc'h oc'h-unan. Labourat a rit evit ur reputacion peini n'en eo nemet moguet evit ur fortun peini a ya da veza lamet diganeoc'h dre ar maro, ur c'horf peini a ya vreina en douar; hac evit Doue, peini a so ho qenta princip hac ho tiveza fin, evit oc'h ene peini ne

varvo qet, evit an eternite en peini e zit da antren, petra a rit-u? Qement a rit a so nonpas hepqen inutil, mes ous en ober en em zouillit, e vernit pec'hejou var bec'hejou, ha ne velit qet an abim eternel en peini en em dolit...

3. *A c'houlenne an aluzen.* Honnes eo ar gondicion ordinal eus an dud dal a gorf. An ol dud dal a speret a so ebars en ur baourente vras, hep œuvrou mad, hep vertuziou, hep meritou evit ar bed-al. M'o deve daoulagad evit en em velet ebars er stad-se, e vent insupportabl dezo o-unan. En em digueri a ray daoulagad o speret, p'en em zerro daoulagad ar c'horf, mes re divezat e vezo neuze; un dizesper eternel a vezo o fartach. Diarbennit un hevelep maleur, sortiit eus ho tallidiguez, reparit an amzer dremenet, labourit evit acquisita ar madou celestiel.

II. Poent.

Moyen da veza guellét.

1. *An dal, o clévet an drous eus ar bobl a dremene, a c'houlennas petra oa: respontet a oe dezàn penos Jesus a Nazareth a dremene dre eno.* An dal-se hep douetanç en deoa clêvet comz eus a buissanç hac a vadelez Jesus; pebes joa a zavas en e galon, pa glêvas e oa én a

dremene! Tud dal hetvez ar speret, hanaouè a rit ive pouar J.-C. var an eneou; guellêt en eus pec'herien qer dal ha c'houi, guelit ar foul eus ar re en em adres dezàn, profitit eus an occasion en em bresant deoc'h.

2. *Qerqent èn em laqas da grial : Jesus, Mab David, o pezit truez ouzìn.* Cetu petra a dleomp da ober. Ne zifferomp qet, abalamour Jesus ne ra nemet tremen, ha ni a dremen hon-unan.

3. *Hac ar re a yé aroc en reprene, hac à lavare dezàn tevel; mes èn a grie c'hoas huelloc'h : Mab David, o pezit truez ouzìn.* Qerqent ha ma comançfot, ô pec'her, da guemer hent ar zilvidiguez, da labourat evit ho conversion, da bedi, da freqanti an Ilisou, da barissa muyoc'h modest, tud ar bed a ray ar pez a allint evit ho tistrêy dious ho resolucion zantel. Ne espernint nà goapêrezou, na rebechou; marteze ec'h ordrenint hac e c'hourdrouzint. Ho passionou oc'h-unan, ho pec'hejou, oc'h habitujou a zavo ive o moez evit laqat ac'hanoc'h da devel. Mes en lec'h diminui an ardeur eus ho pedennou, cresqit en ferveur, en deziriou, en esperanç. O perseveri ec'h obtenfot ho quellaen, hac e forçfot ar re en

en em opposfe, da veuli Doue, ha marteze da zoueti imita ho chenchamant.

III. Poent.

Ar Vellaen.

1. *Neuze Jesus a arêtas, hac a ordrenas ma vijé digacet an dal dezàn.* Petra a oe er moment-se santimanchou an dal paour! A beseurt feiz, a beseurt confianç ne oe-àn qet animet! Mil ha mil guech douçoc'h eo c'hoas santimanchou ur penitant, purifiet ebars en dour ar binijen, pa ordrener dezàn tostât ous e Zalver, p'en em gav en e bresanç ous an Dol Sacr, ha var ar poent d'en receo.

2. *Ha pa oe tostét, Jesus en intêrojas en ur lavarat : petra a zezirit-u a rafen deoc'h? Otrou, ma velìn sclér.* Cetu azé ur goulen péini ne aller da ober nemet da un Doue, d'ar Mestr eus an natur. An den-se dre e c'houlen memes a henor J.-C., a rent homach d'é Zivinite. Pà hon eus ar boneur da bossedi Jesus en hor c'halon, n'en dishenoromp qet dré c'houlennou sempl, aonic, moderet. Examinomp hon ol ezomou spirituel, hac oc'h ober eus hor c'hoste ar pez a allomp, goulennomp hep balanci ar pez ne allomp qet, hac esperomp miraclou memes.

3. *Jesus a lavaras dezàn: guelit; ho feiz en eus sovetét ac'hanoc'h. An Dal a velas er memes instant, hac a heuillas Jesus, o renta gloar da Zoue. Ar bobl ol o veza guelet qémentse, a veulas Doue.* Jesus a ra miraclou gant ur gomz, dre un act hepqen eus e volonte; mes goulen a ra hor feiz evit e accordi deomp. Hor fot eo eta, ma n'on eus qet muy a sclêrijen. Goulennomp gant feiz, hac ec'h obtenimp pep tra, gant ne c'houlenfomp nemet ar pez a so profitabl evit hor zantificacion. Goulennomp ar feiz memes peini a vanq deomp, ha gant ar feiz-se respontomp da Jesus : *Otrou, ma velìn sclêr.*

Ia, Otrou, er goulen a ràn diganeoc'h gant qement a ardeur evel a gonfianç, *grit ma velìn sclér.* Grit ma velìn va neant hac ho crandeur, va mizer hac ho mizericord, va zempladurez hac ho puissanç, va fec'hejou hac ho madelezou, va ingrateri hac ho carantez! Grit m'en em hanavezìn ha ma hanavezìn ac'hanoc'h, m'am bezo ur gassoni cuntinuel ouzòn va-unan, hac ur garantez souveren evidoc'h. *Amen.*

CCXXV MEDITACION.

Jesus lojet en ti Zachee. Luc. 19. 1-10.

Var ar Gomunion.

I. Poent.

Dezir da gomunia.

1. Dezir dreist-natur. *Jesus o veza antreet en Jericho, a dreuze qær; un den pinvidiq, hanvet Zachee, Chef ar Publicanet, a glasqe guelet Jesus; mes o veza bian, ne alle qet er guelet gant ar foul.* An dezir en deoa Zachee da velet ha da hanaout Jesus, ne oa qet hep ur c'homançamant benac a feiz, a istim, a respet hac a garantez evitàn. Peguement e tle hon dezir-ni beza muyoc'h parfet! Zachee a zezire guelet personach an Den-se puissant en œuvrou, peini a zellet evel Mab David, an heritour eus e Drôn, ar Messi prometet. Ni a dle dezirout en hanaout, evel m'en em ro da hanaout d'an eneou pur ebars er bed-màn, hanaout e berfeccionou divin, e garantez evidomp, hac ar pez a dleomp da ober evit plijout dezàn hac en em unissa gantàn.

2. Dezir ardant. Zachee o veza bian, ar

foul en devije en ampechet da velet Jesus. Mes clasq ha caout a eure ar voyen da gontanti e zezir. N'en eo qet ar foul a ampech ac'hanomp da dostât ous Jesus; en em gaout a ra en differant plaçou evit en em rêy da bepini a-c'hanomp. Ne allomp qet en em excuzi var hon occupacionou; ur guir dezir a rafe deomp caout bepret amzer evit en em unissa gant un Doue qer mad en hon andret; na var hon indignité, pa ne reomp netra evit en em renta dign eus ur c'hraç qen util evit hor zil-vidiguez. Dioüallomp erfin ne vemp ampechet da brofita eus ar gomunion, dre ar foul eus hon distraccionou; purifiomp hor c'halon dious an affeccionou terrien pere a so cos dezo.

3. Dezir courajus. *Evit se e redas aroc, hac e pignas en ur sicamor evit er guelet, abalamour ma tleye tremen dre eno.* Mes ar bobl a alle ober goab eus un den a renq Zachee o pignat evelse ebars en ur vezen. Ah! un dezir inspiret gant Doue a so trec'h d'ar respet humen, hac o tisprizout jujamanchou an dud, e veriter hac e recever graçou neve. Peguement a Gristenien a vanq eus ar gourach a zisqeuzas Zachee ebars en occasion-màn!

II. Poent.

Ar joa o comunia.

Jesus a lavaras dezàn : Zachee, hastit disqen, abalamour ma rangàn loja hirio en ho ti. Zachee a zisqennas qerqent, hac en recevas gant joa. Imajina aoüalc'h a rêr gant peseurt souez e clêvas Zachee Jesus ous er guervel dre e hano, hac o proposi dezàn an henor da loja en e di; gant peseurt attancion e ras prepari pep tra evit en diguemer er fêçon ar muya deread, gant peseurt respet e selaoue e instruccionou, peguer dôn o imprime en e galon! An deiz ma tleomp comunia, savomp gant dilijanç evit pedi, hac en em humiliomp o velet an henor a so proposet deomp da receo J.-C., nonpas ebars en hon ti, mes ebars en hor c'halon. Laqomp pep tra en urz, unissomp an ol faculteou eus hon ene, an ol affeccionou eus hor c'halon, evit renta homach da Jesus, ha beza soumetet d'e volonte en qement a ordreno deomp.

III. Poent.

Hanaoudeguez vad goude ar Gomunion.

Qement a velas an dra-se a vurmure en ur lavarat : ét eo da loja da di un den peç'her

Mes Zachee ous en em bresanti dirac Jesus a lavaras dezàn : Otrou, e zàn da rêy un anter eus va madou d'ar beorien, ha mar em eus grêt gaou ous ur re benac, e rentìn peder guech qement al. Goude beza recevet J.-C., n'en em gontantomp qet da repari an injustiçou a ouffemp da veza cometet; disqeuzomp hon hanoudeguez vad, evel Zachee, dre ar sacrifiçou ar muya jenerus. *Jesus a lavaras : ar fomill-màn he deus recevet hirio ar zilvidiguez, abalamour hemàn zo ive Mab da Abraham. Rac Mab an Den a zo deut evit clasq ha sovetât ar pez a oa collet.* Evelse Jesus a veule hac a recompance ar Publican jenerus; evelse e responte ous murmurou ar bobl. Ur penitant fidel d'e resolucionou, a assur e zilvidiguez, hac a oblich an ol da renta testeni d'ar sincerite eus e zisposicionou.

O Jesus, caer en devezo an dud murmuri, en em scandaliza eus ar graçou a rit d'ar bec'herien, eyidòn-me peini a zo ur pec'her indign, me a lezo ar bed da lavarat, hac a brofito eus ho mizericord. Tostât a rìn ouzoc'h alies ha gant confianç, goude beza reparet ar scandal em eus roet; tostât a rìn gant ar gassoni ous ar pec'het, gant ur rezolucion sincer d'en distruja

ennòn dre œuvrou opposet d'ar viçou da bere em eus bet ar maleur da gonsanti. Antreit em c'halon, ô Jesus, evel en ti Zachee, evit ho cloar ha va zilvidiguez. *Amen.*

CCXXVI. MEDITACION.

Parabolen an dec marq arc'hant. (Ur marq a so eiz ons.) Luc. 19. 11-28.

1. „ Evel ma selaouent an traou-se gant „ attancion, Jesus a ajoutas ur barabolen, o „ veza ma voa tost da Jerusalem, ha ma sonjent „ penos rên an Otrou-Doue a dleye hep dale „ parissa. Lavarat a eure eta : un den a hoad „ huel a yas da ur vro bel evit receo ar bos„ session eus ur rouantelez, ha retorn neuze. „ O veza galvet dec eus e zervicherien, e roas „ dezo dec marq, hac e lavaras dezo : grit pro„ fita an arc'hant-se, betec an amzer ma re„ tornìn. „ J.-C. e unan eo an den-se a galite; evel Doue e zeo egal d'e Dad, ar memes Doue eveltàn; evel Den, e zeo Mab da Vari, ha sellet evel Mab da Joseph, ha dre eno Mab da Abraham ha da Zavid. Epad e vuez tamporel n'en eus qet exercet an dignite a Roue, evel ma entente ar Judevien hac an Ebestel memes e dleye

ar Messi en ober; mes da fin ar bed ec'h exerço var an ol dud ur pouar souveren hac absolu. O pignat en ên en eus lezet ganeomp an ol vadou spirituel ha tamporel pere a bossedomp, mez gant an urz expres d'o laqat en profit epad an ol amzer eus hor buez. Penos hon eus-ni accomplisset ar gourc'hemen-ze? Petra hor bezo da brezanti dezàn en heur hor maro, pa retorno evit barn pepini ac'hanomp?

2. *Mes tud e vro o deoa cassoni outàn, hac a gaças var e lerc'h deputeet evit lavarat: ne fel qet deomp e ve hennez hon Roue.* Hanaout a rêr amàn ar Judevien pere a renonças J.-C. evit o Roue, hac en crucifias. Gant ar Judevien ec'h aller laqat ar re ne hanaveont qet J.-C., an heretiqet hac ar schismatiqet pere ne zelaouont qet Ilis J.-C.; an ol bec'herien, pere oc'h anzao J.-C. hac e Ilis dre gomzou, a nac'h anezo dre o accionou.

3. *Goude beza recevet ar bossession eus ar Rouantelez, e retornas, hac ec'h ordrenas ma vije digacet dirazàn e zervicherien da bere en evoa roet e arc'hant, evit gout peguement a brofit en evoa grêt pepini. Ar c'henta o veza deut, a lavaras dezàn: Otrou, gant ho marq em eus gonezet dec al. Respont a eure*

dezàn: contant òn, ô servicher mad; abalamour ma zoc'h bet fidel var an nebeut am boa confiet ennoc'h, o pezo ar gouarnamant eus a zec qær. An eil a deuas neuze, hac a lavaras dezàn: Otrou, ho marq en eus produet pemp al. E vestr a lavaras da hemàn: ha c'houi, c'houi a gomando ive da bemp qær. Êruout a ray an deiz bras en peini, en despet da vlasfêmou an dud impi, e parisso J.-C. gant an ol vajeste eus ur Roue. Mes peseurt Roue! Roue ar sieclou, Roue immortel, Roue ol-c'halloudus, Mestr absolu eus an ol grouadurien. Neuze e veulo e zervicherien fidel pere a vezo bet disprizet var an douar. Ar recompanç a royo dezo a vezo infinimant dreist d'ar pez o devezo bet a boan, hac a vezo distribuet da bepini, dious e fidelite hac e zervich. Pa labouromp eta evit Doue hac evit e c'hloar, e labouromp evidomp hon-unan; an ol brofit a so evidomp.

4. *Dont a eure un drede peini a lavaras dezàn: Otrou, cetu amàn ho marq peini em eus miret serret ebars en ul lien; rac doujet em eus ac'hanoc'h, o c'houzout penos e zoc'h un den caled, e c'houlennit ar pez noc'h eus qet roet, hac e vedit el lec'h noc'h eus qet*

hadet. Servicher mechant, a lavaras dezàn ar Roue, ho condaon a ràn dre ho qinou oc'hunan. Gouzout a réac'h penos e zòn un den caled, e c'houlennàn ar pez n'em eus qet roet, e vedàn el lec'h n'em eus qet hadet. Perac eta noc'h eus-u qet laqet va arc'hant ebars er chench, evit pa érujen m'en tenjen ac'hane gant interest? Neuze e lavaras d'ar re a oa presant: lamit digantàn ar marq en eus, ha roit-àn d'an hini en eus dec. Mes Otrou, a respontjont, hennez en eus dija dec marq. M'en discléry deoc'h, a repliqas ar Roue, penos e vezo roet d'an hini en eus dija, hac e vezo carguet a vadou; el lec'h digant an hini n'en euz qet, e vezo lamet memes ar pez en eus. Respont ar Roue d'ar zervicher neglijant a avertis ac'hanomp penos en barnidiguez an Otrou-Doue, hon neglijançou, hor zempladurezou, hor pec'hejou a vezo hep escuz; n'en em dromplomp qet eta; n'en em flattomp qet. Urz ar Roue da rêy marq ar zervicher neglijant d'an hini en eus dec, a sinifi penos an Otrou-Doue a lam ebars er bed-màn ar graçou digant ar re a abus anezo, evit o rêy d'ar re o laqa en profit. Dioüallomp ne ve lamet diganeomp an nebeut hon eus; essaomp

meritout ma vezo roet deomp ar pez a gollo ar real dre o neglijanç.

3. *Evit an dud-se pere a so va adversourien, hapere n'o deus qet deurveet va c'haout evit Roue, ra vezint digacet amàn, ha laqet d'ar maro em presanç.* Maro terrubl, ha peini n'en eo nemet un imach dister demeus ar maro eternel, da beini e vezo condaonet ar bec'herien. Jesus a represant deomp ar maleur-se en ur fêçon qet redoutabl, evit hon douguen d'en distrêy diouzomp dre hor fidelite.

O va Doue, ne bermetit qet e ven unan eus oc'h adversourien. Ho carout a ràn a greis va c'halon; carout a ràn ho Rouantelez, carout a ràn oc'h Aviel, carout a ràn oc'h Ilis, carout a ràn qement oc'h eus grêt, qement oc'h eus lavaret, qement oc'h eus etablisset; carout a ràn ho Sent, ho mignonet, ho Ministret; n'em eus qen displijadur nemet o velet e zeus c'hoas tud pere ne garont qet ac'hanoc'h. Digorit o daoulagad, ô Jesus; touchit o c'halonou, rënit varnezo. Ma ne fel qet dezo en em zoumeti deoc'h, rënit varnòn; c'houi eo va Doue, va Zalver, va Roue; ho servicha a rin ebars en amzer, evit ma jouissin ac'hanoc'h ebars en eternite. *Amen.*

CCXXVII. MEDITACION.

Jesus, o sortial a Jericho, a vella daou zen dal. Maze. 20. 29-34. Marc. 10. 46-52. Luc. 19-28.

Differanç entre an dallidiguez corporel hac an dallidiguez spirituel.

I. Poent.

Differanç ebars en droug.

„Jesus o veza comzet evelse, en em laqas „ da guerzat ar c'henta entreze Jerusalem. Evel „ ma sortie a Jericho gant e Zisqibien, e yas „ ur foul vras a bobl var e lerc'h; ha daou „ zal, *a bere unan a oa* Bartimee, mab „ Timee, a oa azeet var bord an hent, evit „ goulen an aluzen.“

1. An dallidiguez corporel ne deu qet eus hor bolonte. Êruout a ra dre accidant pe dre glénvet, ha ma ne deu qet en un tol, e rêr ar pez a so possubl evit en em brezervi, pe evit miret da viana ne voassafe. An dallidiguez spirituel er c'hontrol, a so volonter. Goeza a rêr enni o consanti gant ar goal inclinacionou, o rezista ous an inspiracionou, hac an aliou mad. Un nebeut a attancion,

ur volonte sincer er c'homançamant a brezervfe ac'hanomp dious ur maleur qer bras.

2. An dallidiguez corporel ne goach ouzomp nemet an traou opposet d'or zilvidiguez; ne afflich ac'hanomp nemet ebars er bed-màn; santout a reomp hon droug, ha trêy a ra en hon avantach, mar en recevomp en speret a binijen: mes an dallidiguez spirituel a guz ouzomp ar pez a so necessera evit hor zilvidiguez, justiç an Otrou-Doue hac e vizericord, an abim entreze peini e redomp; an droug ne ra nemet comanç er bed-màn, en pelec'h n'er zanter qet; ebars er bed-al e vezo santet epad an eternite.

3. An niver eus an dud dal a gorf a so bian; mes peguer bras eo an nombr eus an dud dal a speret! Dallidiguez var ar passionou pere a garer, var an habitujou pere a grevaer, var an obligacionou pere a neglijer, var an douetançou a gonsciânç en pere e chomer, var ar gôvessionou pere a rêr hep feiz, ar gomunionou hep carantez, ar pedennou hep ferveur; var ar pec'hejou pere a gometer hep remors, an defotou en pere e languisser hep scrupul...

*

II. Poent.

Differanç ebars en disposicionou evit beza guellét.

1. *O veza clévet e voa Jesus a Nazareth a dremene, en em laqjont da grial : Otrou, Mab David, o pezit truez ouzomp.* Qement a so dal a gorf a zezir guelet sclêr. Mes peguer nebeut eus ar re a so dal a speret, o deus ar memes dezir! Ne hanaveont nac ar maleur, nac an danjer eus o stad; ne gredont qet beza ennàn; en em blijout a reont evel ma maint; mar deu dezo ur soupçon benac, ne reont nemet pedennou lach, en pere o deus muy a aon eguet a zezir da veza exocet. Mar domp ebars en disposicionou qer maleurus, criomp a bouez hor penn evit implori mizericord.

2. *Hac ar bobl o reprene rust. Calz o gourdrouze evit ober dezo tevel; mes crial a rent c'hoas huelloc'h : Otrou, Mab David, o pezit truez ouzomp.* En lec'h imita an daou zen-se dal a gorf, an dud dal a speret a zelaou an ali maleurus eus ar re a lavar dezo beza tranqil. Ar bec'herien a lavar deomp : grit eveldomp, ne vezimp qet daonet ol; qement a dud habil, a dud honest a oar petra a so mad da ober;

c'hoant oc'h eus-u da veza furoc'h eguete? Hac a dud dal a so dalc'het ebars en o dallidiguez dre ar seurt comzou hac ar seurt exemplouze! Selaouomp eta hor Zalver peini a lavar deomp penos an nor eus ar vuez à so stris, ha penos nebeut a antre dreizi. Ne heuillomp qet tud qer dal ha ni, pe e coezimp er memes abim gante.

3. *Neuze Jesus a arêtas, hac a ordrenas ma vijent cunduet dezàn. Qerqent e oent galvet, hac e oe lavaret dezo : qemerit courach, savit, guervel a ra ac'hanoc'h; hac (unan anezo) o teurel e vantel, a zavas hac a deuas entreze Jesus.* O daou e tostajont gant ar brassa joa. Peguer differant eo c'hoas an dud dal a speret! Mar lavarer dezo : qemerit courach, cetu êru ur goel bras, guervel a ra Jesus ac'hanoc'h, e màn e Vinistr ous ho cortos. Ah! pebes tourmant! Lezel a rêr an occasion da dremen, en em anfonci a rêr muyoc'h-muy ebars en dallidiguez, da lavaret eo, ebars er stad a beini e vijet bet sortiet, ma vije bet grêt ar c'henta demarch gant un nebeut a gourach hac a resolucion.

III. Poent.

Differanç ebars er vellaen.

Jésus a lavaras dezo : petra a zouétit-u a rafen evidoc'h? Otrou, a lavarjont, ma vézo digoret hon daoulagad. Jesus o caout truez oute, a douchas ous o daoulagad; ér memes moment e recevjont ar guelet, hac en heuilljont.

1. Ar vellaen eus an dallidiguez corporel a so sansibl, hac a inspir ar feiz d'an hini a so guellêt ha d'ar re a so testou eus ar miracl. Ar vellaen spirituel a dremen en interior, hac ar miracl eus ar c'hraç a so invisibl. Mes animomp hor feiz hac hon esperanç. J.-C. en eus guellêt ar c'horfou, evit disqeuz deomp ar pouar en eus evit ar vellaen eus an eneou. Ne ra qet bremàn alies a viraclou evit guellât an infirmiteou corporel, n'en eus qet grêt ar bromessaou var guementse; mes prometet en eus guellât an eneou, mar tostaer outàn gant ur guir dezir da veza guellêt, gant ur feiz ferm en e buissanç, hac ur gonfianç antier en e vadelez.

2. Ar vellaen corporel a ve produet en un instant, hac a so parfet, pa c'hoarve dre viracl. Ar vellaen spirituel a deu dre zegre. Qenta a

e veler aoüalc'h evit detesti ar pec'het marvel, hac observi ar gourc'hemennou. Mes c'hoas a so calz a sclêrijennou pere a vanq deomp; ha bemde e tleer avanç ebars en anaoudeguez eus an Otrou-Doue, eus ar pez a bromet deomp, hac ar pez hon eus da ober dre garantez evitàn. Acquisita a rêr an anaoudeguez-se ebars er beden, en orêzon, el lectur spirituel, er pratiq eus an œuvrou mad, en accomplissamant eus hon deveriou, en exerciç eus ar vortificacion, hac o tostât ous ar Zacramanchou alies ha gant ur ferveur bepret neve.

3. Ar vellaen corporel a so padus; ne chom netra eus an droug, n'en eus muy a brecocionou da guemer. Mes peguer differant eo ar vellaen spirituel! Ar grizien eus an droug, ar zourcen eus an dallidiguez, hor goal banchant a chom bepret, ar pez a c'houlen calz a brecocionou. Ret eo bepret trêc'hi, arêti, displanta, beza bepret var eves, bepret armet, bepret combatti, hep james en em lezel da veza trec'het. Mes peguement goude beza bet guellêt, en em gred libr dious pep risq, ne guemeront precocion ebet, a goez ebars en o c'henta dallidiguez, peini a zo goas ha diessoc'h da vellât eguet ne oa diaroc!

Prezervit ac'hanòn, ô va Doue, dious un

hevelep maleur. Hanaout a ràn va dallidiguez, mar manq ho sclêrijen dìn. O pezit truez ouzìn; dezirout a ràn beza sclêrijennet. Grit ma velìn parfetamant, da lavarat eo, ma hanavezìn an obligacionou eus va stad, an danjeriou da bere ec'h expos ac'hanòn, hac ar vertuziou a c'houlen diganèn. Grit ma hanavezìn ar pechou a stign dìn da bep moment ar bed, an drouc-speret ha va fassionou. Grit ma hanavezìn an neant eus a draou an douar, ar pris eus a vadou an èn, an hent sura evit mont d'ho caout : en ur guir, grit m'en em hanavezin va-unan, hac ispicial ma hanavezìn ac'hanec'h, ô Jesus, evit m'am bezo evidoc'h an ol affeccion hac an ol fidelite a dleàn. *Amen.*

CCXXVIII. MEDITACION.

Antretien a Jesus gant e Ebestel o vont da ressuscita Lazar. Yan. 11. 11-16.

1. „ GOUDE beza comzet evelse, Jesus a ajou-„ tas : hor mignon Lazar a so cousqet, mes e „ zàn d'en divuni. E Zisqibien a respontas „ dezàn : Otrou, mar d'eo cousqet, e vezo „ guellêt. Mes Jesus a gomze eus ar maro, en „ lec'h ma credjont e comze eus ur c'housqet

„ ordinal. „ Alies ebars er Scritur e qaver ar maro sinifiet dre ar c'housqet. Ma ne vije bet nemet cousqet Lazar, n'en devije qet bet Jesus ezom da vont d'en divuni. An Ebestel eta o trouc-qemer amàn comzou hor Zalver, a zisqeuz peguen nebeut a ententamant o devoa. En disqeuz a rejont en calz a occasionou al. Pa lavare J.-C. dezo dioüal ous goüel ar Pharisianet, e sonjent e oa abalamour n'o deoa qet qemeret a vara gante. Pa lavare dezo e vije laqet d'ar maro hac e ressuscitje, e qemerent e gomzou evit ur barabolen. Pa vijent tranqil gant o Mestr, e tezirent ar plaçou qenta en e Rouantelez. Pa oa qestion da vont da Jerusalem, ne guerzent nemet en ur grena. A dra sur, ar seurt tud-se ne oant qet capabl dreize o-unan da gonvertissa ar bed, na memes da zonjal antrepren un hevelep labour.

2. *Neuze eta, Jesus a lavaras en ur féçon sclêr : Lazar a so maro, hajoa am eus abalamour deoc'h ne oan qet eno, evit ma credfot. Mes deomp betec ennàn.* Pebes pacianteten Jesus oc'h espliqa sclêroc'h d'e Ebestel ar pez ne gomprenent qet pa gomze dre ur gomparêzon! Pebes douçter! Ne ra rebech ebet dezo var o ignoranç. Ha ni a fel deomp beza ententet

a anter-gomz, hac a fach ma ne gomprener qet ac'hanomp, memes pa n'en em espliqomp qet erfat! Jesus en em rejouis eus a guement a el beza avantajus evidomp, hac a zispos evit-se an traou hac ar circontançou. Ma vije bet presant pa oa çlàn Lazar, en devije er guellêt, n'en devije-àn qet lêzet da vervel evit en ressuscita goude. Mes Jesus o veza differet d'en em renta, pep tra a dremen naturelamant. An dud just a so afflijet, ar feiz a so exercet, ar miracl ar muya incontestabl a so grêt, ar feiz a driomph var an dud ar muya amcredul. Lezomp an Otrou-Doue da ober. Peguen inconcevabl eo e furnez! Peguer bras eo e œuvrou!

3. *Thomas, hanvet Didym, a lavaras neuze d'an Disqibien al: deomp-ni ive, ha marvomp gantàn.* An esperanç a roe Jesus d'e Ebestel da velet ur miracl bras, ne lame qet digante an aon o devoa rac o beach en Jerusalem. Neuze Thomas en em ancourajas, hac a zisqeuzas ar resolucion da vervel gant e Vestr. Ebars en danjeriou da bere e zomp expozet evit gloar Doue, lavaromp evel an Abostol-se: *Deomp ive, ha marvomp gantàn.* En em zervichomp c'hoas eus ar memes comzou, pa deu an droucsperet da essa hor sponta evit hon distrêy

dious hon obligacionou, pa glasq profita eus hor zempladurez naturel evit miret ouzomp da heuill hent an Otrou-Doue. Peguement a so maro gant J.-C. evit gloar Doue! Maro eurus! He bien, mar d'eo ret, *deomp ive, ha marvomp gantàn.* S. Thomas en em adres d'an Ebestel al, evit inspira dezo ar memes zêl gant peini e zeo devoret. Pesourt impression ne ras qet var an Ebestel comzou qen animet, pa ne allomp qet o lenn c'hoas bremàn, hep ma ve touchet hor c'halonou! Imitomp an Abostol-se, oc'h ancouraji ar real dre hor c'homzou hac hon exempl. Pa veler amàn S. Thomas ous en em zisqeuz ar c'hourajussa eus an Ebestel, ne aller qet miret da zònjal penos eo ar memes hini peini en em zisqeuzas goude-ze ar muya amcredul. Ah! petra eo hor zempladurez, petra eo hon inconstanç! Hirio e zomp fervant ha prest da zouffr pep tra evit an Otrou-Doue, ha marteze varc'hoas e vezimp lach ha traitour. Ar memes deiz, ar memes heur a vel ac'hanomp o formi ar zantela resolucionou, hac o coeza ebars er fotou ar muya grossier. Ne fiomp james var hor vertu, disfiomp ac'hanomp hon-unan, pedomp ha bezomp bepret en eves.

Penetrit ac'hanòn, ô va Doue, eus ar guirioneou zantel-ze. Evit ne vezìn qet deoc'h hepqen dre an dezir, pe santimanchou a nebeut a amzer; accordit dìn ar feiz ferm, ar garantez gonstant dre bere e hanaveer ho quir Disqibien. Ma n'em eus qet ar boneur da veza destinet da rêy va buez evidoc'h, ô Jesus! beza a so ur maro al peini a dle peb Christen da rêy dezàn e-unan: ar vortificacion cuntinuel eus a zeziriou ar c'hiq; accordit dìn ar c'hraç-se. *Amen.*

CCXXIX. MEDITACION.

Antretien a Jesus gant Martha qent resurreccion Lazar. Yan. 11. 17-27.

1. „Jesus o veza êru, a gavas e oa dija pêvar „ devez abaoue ma oa entêret Lazar. Hac evel „ Bethani ne oa nemet var-dro pemzec stad „ dious Jerusalem, calz a Judevien a oa deut „ da velet Martha ha Mari evit o c'honsoli „ var maro o breur. Martha eta o veza clêvet „ penos e teue Jesus, a yas d'e rancontr, „ ha Mari a chomas ebars en ti. Martha a „ lavaras eta da Jesus: Otrou, ma vijac'h „ bet amàn, ne vije qet maro va breur. Mes „ gouzout a ràn penos bremàn memes Doue

„ a accordo deoc'h qement a c'houlenfot di„ gantàn. „ Pebes feiz, pebes confianç ebars er beden-se! Ma vijac'h bet presant, n'o pije qet deurveet lezel va breur da vervel, abalamour d'o madelez; er prezervet ho pije dious ar maro dre oc'h ol buissanç. Evit ne oac'h qet amàn ec'h allec'h er guellât, n'oc'h eus qet deurveet en ober; en em zoumeti a reomp d'ho polontez. Evit beza maro va breur, ne zizesperàn qet c'hoas. Gouzout a ràn petra a ellit: Doue ne refus deoc'h netra eus ar pez a c'houlennit digantàn. Cetu aze langach Martha, cetu aze petra a dle beza hon langach hon-unan. Peseurt maleuriou benac a ve êruet ganeomp, ne dleont qet ober deomp doueti eus a buissanç hac a vadelez an Otrou-Doue; ne dleomp nac en em glêm na murmuri; qéntse e tleomp cresqi hor c'honfianç, hor c'harantez hac hor zoumission.

2. *Jesus a lavar dezi: ressuscita a ray ho preur. Martha a lavar dezàn: gouzout a ràn penos e ressuscito en deiz diveza. Jesus a lavaras dezi: me eo ar resurreccion hac ar vuez; an hini a gred ennòn, hac e ve maro, a vevo. Ha piou benac a vev hac a gred ennòn, ne varvo birviqen.* Jesus a assur Martha eus a

resurreccion he breur; mes deziret he devije gouzout hac én a vije ressuscitet hep dale; respont a eure eta : gouzout a ràn, hac Israël a gred eveldòn, penos e ressuscito da fin ar bed. Ma ne accord qet J.-C. da Vartha an esplicacion he devije deziret var ar resurreccion dost eus he breur, ec'h accord dezi ur faveur preciussoc'h, oc'h ober dezi clêvet ar c'homzou marteze ar c'haera hac ar c'honsolanta a so sortiet eus e c'hinou divin. Me eo ar resurreccion hac ar vuez, hac e ve maro an hini a gred ennòn, e vevo. Me a ro d'an ol buez ar c'horf hac an ene; va ol galloud a ressuscito ar re varo; va graç a ressuscito ar re a gred ennòn evit ur vuez eurus hac eternel... Hor c'herent hac hor mignonet pere a so tremenet eus a vuez ar bed-màn goude beza credet en J.-C. hac observet e Lezen, a so maro evidomp, mes jouissa a reont, pe e maint var an hent da jouissa hep dale eus ur vuez celestiel gant J.-C., an Ælez hac ar Zent.... Me va-unan, mar credàn en J.-C., ha credi a ràn ennàn a greis va c'halon, ne varvìn qet, ne rìn nemet chench a zemeuranç, hac el lec'h beva var an douar en creis ar c'hrimou, e vevìn ebars en ênvou en creis ar zantelez. An natur en eus

spont rac ar passach eus an amzer d'an eternite, mes va feiz en J.-C. am zouten hac am c'hreva. Va fec'hejou a droubl hac a vorc'hed ac'hanòn; mes o detesti a ràn. Credi a ràn en J.-C., ne c'houlen qen diganén. En em bresanti a rìn dezàn eta gant confianç, gant consolacion ha gant joa.

3. Hór Zalver a finis dre c'houlen ous Martha : *Credi a rit-u qementse? Lavarat a ra dezàn: ia, Otrou, credi a ràn penos ezoc'h ar C'hrist, Mab an Doue beo, peini a so deut er bed-màn.* Examinomp hor feiz; credi a reomp-ni erfat ar guirioneou-se? Mar o c'hredomp, cresqomp bemdez ebars er feiz-se; greomp anezi ar vagadurez eus hor c'halon, ar reglen eus hon accionou, ar gonsolacion hac an deliçou eus hor buez.

O Jesus, c'houi eo va buez, diganeoc'h em eus ar vuez naturel, hac ar vuez eus ar c'hraç; c'houi eo va resurreccion, dreizoc'h ec'h allàn adreceo buez ar c'hraç, mar deuàn d'he c'hol, pe mar em eus-hi collet dija; dreizoc'h ar c'horf mortel-màn a dle un deiz beza guisqet eus an immortalite eurus. Obtenit dìn ur feiz bepret fermoc'h eus a virioneou qer consolant. Ho Tad a accordo dìn qement a c'houlenfot digantàn evidòn. Accordi a rit deomp c'houi

oc'h-unan evel Doue, ar pez a c'houlennit evel mediator etre ho Tad ha ni. Accordit din ar feiz-se peini, soutenet dre àn œuvrou, a obten pep tra var an douar, evit ma vevin eternelamant ganeoc'h ebars en ên. *Amen.*

CCXXX. MEDITACION.

Antretien a Jesus gant Mari. Yan 11. 28-37.

1. MARTHA *o veza comzet evelse, en em retiras, hac a c'halvas Mari he c'hoar evit lavaret dezi en secret : ar Mestr a so amàn hac a c'houlen ac'hanoc'h. Mari a zao qerqent hac a zeu d'e gaout, Rac Jesus ne oa qet antreet c'hoas ebars er bourg, mes a oa er memes plaç en peini Martha he deoa en rancontret. Ar Judevien pere a oa en ti gant Mari, hac he c'honsole, o veza guelet penos e oa savet qer pront, he heuillas en ur lavarat : e za d'ar bez evit goëla. Mari eta o veza éru el lec'h ma oa Jesus, ous en guelet, en em stringq ehars e dreid, hac a lavar dezàn : Otrou, ma vijec'h bet amàn, ne vije qet maro va breur.* Jesus o chom ermès eus ar bourg, a roe occasion d'ar Judevien, pere a gonzole Mari, da zortial anezo o-unan, hac hep doueti netra, evit beza testou eus ar miracl bras peini e zê da ober. Rêy a rê da Vari ar gonsolacion da ouëla ehars e dreid, ha da lavarat dezàn gant ar memes confianç, ar memes resinacion evel he c'hoar, ha gant mui a deneridiguez c'hoas : *Otrou, ma vijac'h bet amàn, ne vije qet maro va breur.* Ebars en hor poaniou, Jesus a c'halv ac'hanomp, a c'houlen, a gònvi ac'hanomp da glasq ennàn hepqen hor c'honsolacion. Imitomp dilijanç Mari, quittaomp an dud evit mont da zigueri hor c'halon ha da scuill hon daelou ous treid Jesus. O daëlou douç pere n'en int qet hanavezet gant ar bed, a bere e lavar ar pez a blich gantàn, o supposi ebars er real rêzoniou humen, rêzoniou a humor hac a fantasi, evel m'en eus e-unan.

2. *Jesus eta ous he guelet o oëla, hac o velet e oële ive ar Judevien pere a oa deut ganti, a fremissas en e speret hac en em droublas e-unan, hac a lavaras : pelec'h oc'h eus-àn laqet ? Lavarat a reont dezàn : Otrou, deut ha guelit. Ha Jesus a scuillas daëlou. Ar Judevien a lavaras eta : cetu aze bete peseurt poent er c'hare.* Goelit eta, ô Mari, ehars treid Jesus ha dindan e zaoulagad. Ebars en ho taëlou

e qafot ho consolacion. Mar miromp hon afflicciouou ennomp hon-unan, ne raimp nemet o renta muyoc'h-muy c'huëro; mar o expozomp d'an dud, ne allont qet hor zoulaji, hac alies o c'homzou caer ne reont nemet cresqi hor poan. C'houi hepqen, ô Jesus, eo ar guir Gonsolatour, c'houi hon delivr eus hon afflicciouou, pe a ra deomp o zupporti gant paciantet, ha memes en em blijout enne... Ar Judevien a scuille ive daëlou, mes peseurt daëlou? Ar seurt a scuiller ebars er bed. Goëla a rêr abalamour ma veler ar real o oëla, hep ma ve touchet ar galon, marteze en amzer ma rêr goab eus a zaëlou ar real, ha m'en em rejouisser interieuramant eus o maleur. Daëlou payen, pere a scuiller hep Relijion, hep santimant, hep sonch da retorn ous an Otrou-Doue. Pebes differanç dirac daoulagad Jesus, peini a vel fonç ar c'halonou, entre an daëlou devot a Vari, ha daëlou ar Judevien, an darn vuya amcredul, en despet d'ar miraclou bras en deoa grêt en Jerusalem! Permeti a eure ma savas ebars en e galon ur c'hrena a zespet hac a vizericord; fellout a ra dezàn e parisje an droublien betec var e vizach, evit tenna varnezàn attancion ar re a oa presant.

3. Jesus, pa oe disqeuzet dezàn beż Lazar, a scuillas daëlou. O daëlou precius ha leun a instruccion! O Jesus, ô calon tener ha trugarezus, goela a rit maro ur mignon, evit douçât hon daëlou hac hor zantifia! Goëla a rit nonpas hepqen maro ar mignon-se da beini e zit da renta ar vuez, mes c'hoas maro an ol dud hac ar pec'het peini a so cos d'ar maro. Goela a rit varnomp-ni, a bere al lod vrassa en em brecipit ebars er maro eternel. Goëla a rit hon dallidiguez hac hor c'haleder, re hànval, allas! ous dallidiguez ha caleder ar Judevien a so endro deoc'h er moment-màn. Goela a rit va fec'hejou, ô Jesus, ha me a so insansibl oute! Tenerait va c'halon, grit dìn scuilla daëlou eus ur binijen sincer, eus an tenera carantez, evit ma vezo guelc'het va ene dious he ol souillurennou... Ar Judevien a hanaveas dre ho taëlou peguement e qarec'h Lazar. Ne hanaveent qet an ol vister eus an daëlou-se; mes ni pere en hanav, mes ni pere a oar oc'h eus scuillet dre garantez evidomp, nonpas hepqen ho taëlou, mes oc'h ol hoad var ar groas, ni pere a vel bemde ar memes goad scuillet var an Oter, ne lavarimp-ni birviqen ebars en transport eus hon hanaoudeguez

vad : cetu aze penos en eus hor c'haret! O carantez santel, ô carantez ardant, ô carantez immans! Penetrit va c'halon, dêvit va c'halon, consumit va c'halon, evit ne vevin nemet a-c'hanoc'h hac evidoc'h.

4. *Mes beza a oe ur re benac pere a lavaras : ne alle-àn qet miret ne varvje, pa en eus digoret daoulagad un den ganet dal?* Al libertinet eus hon amzer, hànval ous ar Judevien, a attaq en pep rancontr J.-C., e Relijion hac e Vinistret. Petra a lavarint-y pa velint resurreccion Lazar? Ar pez a lavaras ar Judevien, penos e zeo ret laqat d'ar maro ha Jesus ha Lazar. O c'hassoni a gresqo dious ma labourfot evit o instrui ha preservi ar real dious an dromplerez : ha m'o devije otorite ha nerz, e vijac'h hep dale ar victim demeus ar zêl gant peini e tifennit ar virione.

Deut ha guelit, ô Jesus; bizitit dre ho craç va ene maro dre ar pec'het. Tostait ous va c'halon en despet d'am follentezou! Guelit petra e zon deut dre ar pec'het; ho pezit memor eus ar pez e oan dre oc'h adopcion, disqeuzit petra a ellàn c'hoas beza dre ho mizericord. *Amen.*

CCXXXI. MEDITACION.

Jesus a ressuscit Lazar. Yan. 11. 38-46.

I. Poent.

Stad an den maro.

„Jesus eta o fremissa a neve ennàn e-unan, „ a yas d'ar bez. „ Avançomp ive gantàn; guelomp petra eo goude ar maro.

1. Fortun an den. Ar bez *a oa ur c'havern var beini e oa laqet ur men.* Ur bez, cetu aze qement a chom gant an den eus e zouarou, eus e dier, eus e baleziou, eus e rouantelezou. Petra a so ebars er bez? Esqern, breinadurez ha prénvet. Petra a so c'hoas? Tevalijen ha solitud absolu. Pelec'h e màn an deiziou, an nosveziou tremenet ebars er c'hoariou, er cher-vad, en dansou? Pelec'h e màn ar spectaclou caer, ar c'hompagnunezou agreabl, ar vignonet fidel, ar c'honsortet a zebochou, an objedou pere a charme ar galon? Separet e oar dioute evit biqen. Penos e màn an den ebars er bez? Gourveet, astennet, hep santimant, hep mouvamant. Ul lincel griet en dro d'e gorf, ul lien var e vizach, cetu aze e visqamant; un archet, cetu

aze e veubl. O madou, ô digniteou, ô plijadurezou ar bed, cetu aze en petra e zoc'h rentet! Qement-màn n'eo qet ur mister a beini e ve possubl doueti! Ne fot nemet daoulagad : *Deut ha guelit.*

2. E c'hloar. Petra a dremen ebars er bez? Ur silanç horrerus peini n'en eo troublet na dre ar pez a lavarer, na dre ar pez a scriver, na dre ar pez a rêr va an douar. Var ar men bez ec'h aller laqat titrou caer evit beza lennet gant an dud curius pere a so c'hoas en bue; dindan, ne glêver, ne veler, ne zanter netra.

3. E gorf. Jesus *a lavaras : lamit ar men. Otrou, a lavaras dezàn Martha, c'hoar an hini a oa maro, c'huez fal a deu dioutàn, rac pêvar devez so e màn aze.* Pêvar devez! Potret vrao, merc'het coant, ne refuzit netra d'o corfou; clasqit an ol voyenou d'o orni ha d'o c'hinqla : soign inutil, poan gollet! C'hoas pêvar devez ha ne viot muy nemet breinadurez ha flêr. O va daoulagad, en em zerrit; ô va c'halon, distro dious ur guenet frajil ha disprizabl. Guenet eternel, sourcen eus ar garantez bur, c'houi a gompren an ol berfeccionou, c'houi hepqen ne dremenit qet, c'houi bepqen a verit hon affeccionou; possedit eta va c'halon hac

hac evit james. O va c'horf, ne drompl qet ac'hanòn. Te da-unan, n'en out evel ar real nemet breinadurez ha flêr. N'en out roet dìn nemet evit labourat ha servichout evit ar binijen; ne esper eta na contantamant na repos, qen a vezi ressuscitet glorius hac immortel.

II. Poent.

Peden Jesus, ha Resurreccion Lazar.

1. *Jesus a lavaras da Vartha : n'em eus me qet lavaret deoc'h penos mar credit, e velfot gloar Doue. Lamet e oe eta ar men. Neuze Jesus o sevel e zaoulagad ous an én, a lavaras : va Zad, me rent graç deoc'h d'am beza exocet. Me a ouie penos ec'h exocit bepret ac'hanòn; mes comzet em eus evellen abalamour d'ar bobl a so en dro dìn, evit ma credo penos oc'h eus va digacet.* O madelez infinit! ô Jesus! pedi a rit abalamour da ur bobl ingrat peini a c'houlen ho maro, abalamour d'an ol bobliou eus ar bed, abalamour dìn va-unan. Evit prouvi d'an ol penos e zoc'h Mab Doue, digacet gant Doue, e pedit hac e zit da ober ar brassa eus ar miraclou.

2. *Goude beza finisset e beden, Jesus a grias a voez huel : Lazar, deut ermès; hac en instant ar maro a zortias, e dreid hac e*

zaouarn amaret gant bandennou, hac e benn paqet gant ul lien. Neuze e lavaras Jesus : dizamarit-àn, ha laqit-àn en liberte. Bolonte Jesus a so grêt en pep tra; Lazar leun a vuez en em laqa etouez ar re a oa deut evit goëla e varo, hac a gundu e Zalver da Vethani.

3. *Calz eta eus ar Judevien pere a oa deut da velet Mari ha Martha, hac o deoa guelet ar pez a oa bet grêt gant Jesus, a gredas ennàn. Mes ur re benac anezo a yas da gaout ar Pharisianet, hac a rapportas ar pez a oa bet grêt gant Jesus.* Ha penos nonpas en em renta d'ar virione? Resurreccion un den entêret abaoue pêvar devez, grêt en hano Doue, grêt gant J.-C. evit prouvi e zeo Doue, a so ur breuven qer patant eus e Zivinite, evel ma zeo patant penos ne al qet an Otrou-Doue ober miraclou evit trompla an dud. Calz eus ar Judevien a oa presant, a gredas; eurus mar perseverjont ebars er feiz! Perac ne gredjont qet ol? Perac e yas ur re benac anezo da rapporti ar miracl d'ar Pharisianet? Ha c'hoant o devije da laqat ar Pharisianet da gredi? Mes an dud-se jalous a c'hloar J.-C., a so rezolvet ne gredint netra en faveur an hini a fel dezo da laqat d'ar maro.

O Jesus, ressuscitit hor breudeur pere a so ebars en maro ar pec'het, ressuscitit ac'hanòn; grit clêvet ho moez d'on eneou betec ebars er bez. Er goulen a ràn diganeoc'h gant confianç. Ne allit qet refus ho proteccion da zeziriou qer lejitim, hac ho Tad ne al refus netra d'ho meritou. Ordren a rit din lemel ar men; en ober a rìn oc'h evita ar pec'het, hac o pellât dious qement a so un ampechamant ous va guir gonversion. *Amen.*

CCXXXII. MEDITACION.

Conseill ar Judevien var sujet Resurreccion Lazar. Yan. 11. 47.-53.

1. « PRINCET ar Vêleyen eta hac ar Pharisianet » en em assamblas, hac a lavare : petra a » reomp-ni? An den-se a ra calz a viraclou. » Mar en lezomp da ober, an ol a gredo » ennàn, hac ar Romanet a deuyo da zistruja » hor c'hær hac hon nacion. « Ma vije bet selaouet ar Relijion hac ar justiç ebars en assamble-ze, e vije bet êzet guelet petra a oa da ober : hanaout Jesus evit ar Messi digacet gant Doue, pa oa prouvet e Vission dre guement ha qer bras miraclou. Lavarat a reont

o deus aon rac ar Romanet; mes an hini a ra qement a viraclou, n'en devezo qet a boan ous o difen ous ar Romanet. A lec'h al ar Messi a oa gortoet gant ar Cheffou-se, a dleye en em disclêrya enep d'an ol nacionou.

2. *Mes unan anezo, hanvet Caïphas, peini a rê ar fonccionou a Véleg-Bras er bloa-se, a lavaras dezo : ne ouzoc'h netra, ha ne zonjit qet penos e zeo avantajus e varfe un den evit ar bobl, ha ne berisfe qet an nacion en antier. Mes ne lavare qet qementse anezàn e-unan; mes o veza Béleg-Bras er bloa-se e profetis as penos Jesus a dleye mervel evit an nacion, ha nonpas hepqen evit an nacion, mes evit destum bugale Doue pere a oa dis-perset.* N'eo muy eta qestion da zeliberi var ar pez a vezo grêt; maro Jesus a so arrêtet evel necesser evit ar mad publiq. An inoçant a so sacrifiet var digare interest an nacion, mes en effet dre gassoni ar bec'herien evit ar virione peini o c'hondaon. Cetu aze intancionou an dud; mes an Otrou-Doue en eus desseniou al. Caïphas ne gomze qet anezàn e-unan. Abalamour ma voa Bêleg-Bras, an Otrou-Doue en em zerviche anezàn, evit anonç an oracl-se, penos Jesus a dleye mervel evit an nacion.

Evelse, pa bermet an Otrou-Doue ec'h accomplisfe an dud o desseniou fal, ec'h accomplis e zesseniou e-unan, bepret leun eus ur furnez hac ur vadelez infinit, ha en em zervich eus a deod ar bec'herien memes evit o fublia.

3. *Adalec an deiz-se eta ne zonjent muy nemet en laqat d'ar maro.* Ne oa muy qestion da glasq rêzoniou na digareou, mes hepqen da gaout ar voyenou, ha cetu a betra en em occupas adalec neuze ar Bontifet, ar Vêleyen, ar Scribet hac ar Pharisianet. Clasq ar voyenou ar muya pront evit laqat d'ar maro ar just, ar Messi da beini ne oa qen crim da damal nemet m'en evoa grêt re a viraclou; pebes occupacion evit ar Cheffou eus ar Sinagog!

O Majeste souveren, piou n'oc'h adoro qet! O madelez infinit, piou n'o caro qet! O va Doue, evit sovetât ar bec'herien ec'h immolit an inoçant; evit distrêy divar ar grouadurien ar bunicionou o deus meritet, e rit coeza var ho Mab muya caret an ol boez eus ho coler; evit sovetât ar Judevien, ar bobl ingrat-se, evit sovetât an ol nacionou, o destum ol en ur memes banden, en ur memes Ilis, dindan ur memes Pastor. Pebes boneur evidòn beza membr eus an Ilis-se! O Jesus, cetu c'houi

eta destinet da vervel evidòn! Ah! perac ne allàn-me qet mervel evidoc'h! *Amen.*

CCXXXIII. MEDITACION.

Jesus en em retir ebars er guær a Ephrem.
Yan. 11. 54-56.

1. "Jesus n'en em zisqeuze muy en publiq "etouez ar Judevien. Mes en em retira a eure "en ur c'hontre tost d'an dezert, en ur guær "hanvet Ephrem, hac eno e chome gant e Zis-"qibien. "Jesus a hanavee desseniou e adversourien; tostât a rê e heur, mes ne oa qet êru c'hoas. En em retira a ra er guær a Ephrem pe Ephraïm, vardro eiz lêo dious Jerusalem. Eno en em antretene gant e Dad eus ar sacrifiç a dleye da ober eus e vuez, hac e prepare e Zisqibien d'ar moment cruel-se peini a dleye lemel o Mestr digante. Hanaout a reomp desseniou adversourien hor zilvidiguez. En em retiromp dious ar bed a speret hac a galon, ma ne allomp qen. Mes mar deo possubl, greomp a amzer da amzer ur retret a gorf memes, ha dioüallomp ne zelfemp evel impossubl, pa zeo qestion eus an ene, ar pez ne gavfemp qet re difficil, ma ve qestion eus a yec'hed ar c'horf

Greomp pep retret evel pa dlefe beza an diveza evidomp. Ar soign d'en em brepari da ur maro mad a dle beza hon occupacion.

2. *Mes Pasq ar Judevien a oa tost, ha calz eus ar c'hartier-se a yas da Jerusalem qent Pasq evit en em burifia.* Pasq ar Judevien ne oa nemet ar sqeud eus a Basq ar Gristenien. Mar en em rente ar Judevien eta ebars en Templ evit en em burifia dious qement a alle o ampech da zêbri an Oan Pascal, gant peguement muy a soign ne dleomp-ni qet en em burifia evit debri ar C'horf Sacr a Jesus, reprezantet dre an Oan Pascal! Ar Judevien n'o devoa nemet un Templ, hac a beb tu e ranqet en em renta eno. Hor bourqou, calz eus hor vilajennou o deus o Ilis, cazi pep qartier eus ar c'hæriou en eus e hini; penos eta ne oar qet muyoc'h assidu d'en em gaout enne? Ar Judevien a deue d'an Templ evit offr sacrifiçou, pratiqa ar ceremoniou a burificacion, receo benediccion ar Bêleg, clêvet lenn al Lezen hac ar Brofetet. Peseurt avantajou, brassoc'h hep comparêzon, ne gavomp-ni qet ebars en hon Ilisou? Ar Sacrifiç eus an Ofern, ar guir bresanç a J.-C., ar bredicacion hac an esplicacion eus an Aviel, an urz eus an Offiçou, ar vajeste eus hor

ceremoniou, an decoranç eus hon Oteriou, an exempl eus an dud fervant, ar gomunote a bedennou, ar venediccion roet nonpas hepqen en Hano an Otrou-Doue, mes gant ar C'horf adorabl eus e Vab uniq; erfin ar memes Corf a J.-C. proposet deomp evit magadurez. Hac a voyenou, hac a zicouriou! Peguer coupabl omp ma ne brofitomp qet aneze!

3. *Clasq a rent eta Jesus, hac o veza ebars en Templ, e lavarent an eil d'eguile : petra a zonjit-hu? ha ne deuyo qet d'ar Goel? Mes Princet ar Véleyen hac ar Pharisianet o deoa roet urz, penos mar dizoloje ur re benac pelec'h e oa, e roje avis, evit ma rajent en arréti.* En em informi a rêr c'hoas pelec'h e vezo cavet; piou? Ur C'hôvessour comod, peini ne c'houlen netra, en em gontant a bep tra. Avichou en trompler; coach a rêr ar c'hrimou, an nombr, ar circonstançou; tevel a rêr var an habitujou, deguiza a rêr memes ar pez a anzaver, evit laëres un absolven, gant peini e zer da glasq J.-C. evel ar Judevien, evit en outraji hac en laqat d'ar maro.

Ne bermetit qet, ô va Jesus, ho clasqfen er fêçon-se, e neveafen crim ar Judevien, o sacrifia ac'hanoc'h d'am fassionou ebars en ur galon souillet. Grit ma sacrifiin er c'hontrol va fassionou, va c'halon e-unan dre ur gôvession antier hac ur gontricion sincer. Evit-se roit din ar speret a retret, a beden; roit din deziriou fervant evit ma profitin eus ar c'hraç precius a fel deoc'h da ober din, o tont em c'halon dre ar gomunion zantel. *Amen.*

CCXXXIV. MEDITACION.

Jesus a goagn en ti Lazar. Yan. 12. 1-11. Maze. 26. 6-13. Marc. 14. 3-9.

1. « C'HOUEC'H deiz qent Pasq, Jesus a » zistroas da Vethani, en pelec'h e oa Lazar, » peini en devoa ressuscitet, hac eno e oe » roet dezàn da goania. Martha a zerviche, » ha Lazar a oa unan eus ar re a oa ous tol. » Neuze Mari o veza qemeret ul liour nardy » fin ha precius, a frotas gantàn treid Jesus, » hac o zorchas gant he blêo, hac an ti a oe » carguet eus a c'huez an ongant. » Piou a ouffe espliqa ar joa a oe ebars er banqet-se! Mignonet Lazar en em gav ous tol gantàn, goude er beza en guelet maro; an diou c'hoar a vel ur breur a beini o devoa credet e voant separet evit biqen; Lazar, goude beza bet

clàn, maro, entêret, en em gav leun a vuez hac a yec'hed en compagnunez e vignonet hac e ziou c'hoar, da bere en eus qement a obligacion. Jesus peini dre e buissanç hac e vadelez infinit en eus proculet ar joa-se dezo ol, a laqa c'hoas e blijadur o qemer lod enni, hac ous he c'hresqi dre e bresanç. O frouez douç eus an affliccion, ô recompanç delicius eus ar vertu!

2. Banqet Lazar a so un imach demeus ar banqet spirituel en eus proculet ar memes J.-C. d'e Ilis. Guelet a rêr ous Tol ar Gomunion tud ressuscitet evel Lazar, tud a labour evel Martha, tud a gontemplacion evel Mari. Pepini a gontribu en e fêçon d'ar boneur, d'ar joa, d'an edificacion eus an Ilis, o qemer gant J.-C. ur repas divin, ur repas a feiz hac a virione, en peini J.-C. e-unan en em ro en antier evit beza hor magadurez, hac ober ac'hanomp ar memes corf gantàn. Pebes madelez, ô Jesus, dont c'hoas ebars en ur pec'her eveldòn, goude beza va zennet eus a vez va fec'hejou, en peini e oan o vreina abaoue qeit amzer! Pa ne allàn disqeuz deoc'h va anaoudeguez vad ous ho servicha evel Martha, o servich va nessa peini a zalc'h ho plaç! Perac ne allàn-me,

evel Mari, scuilla var ho treid un ongant precius dre ur galon rannet gant ar glac'har, anflamet a garantez! Perac ne allàn-me carga an Ilis dre ar c'huez vad eus va vertuziou!..

3. *Neuze unan a Zisqibien Jesus, Judas Iscariot, peini a dleye entrahissa, a lavaras: perac nonpas beza guerzet an ongant-se tri c'hant diner, ha beza roet an arc'hant d'ar beorien? Lavaret a ré qementse nonpas dre interest evit ar beorien, mes abalamour ma oa laer, hac o caout ar yalc'h, en devoa entre e zaouarn ar pez a laqet enni.* Judas, possedet gant an avaristed, ne el qet miret da vurmuri. Troubli a ra dre glêmou indign ar joa douç eus un assamble qer zantel. Reproch a ra da Jesus, en e bresanç un ongant implijet evitàn. Comz a ra eus ar beorien, ha n'en eo qet eus ar beorien e zeo ambarasset. O Jesus, ne velit-u qet a dreus d'ar voal eus a hipocrisi Judas? Penos e souffrit-u ous ho heuill, ous ho tol un den qer maleurus? Allas! souffr a rit calz a real, va zouffr a rit me va-unan, goude m'am eus abuset eus ho madelezou, m'am eus dispriset ho sellou hac ho puissanç... *Mes Jesus a lavaras: lezit-hi d'er miret ha d'en implija evit an deiz demeus va*

entéramant, rac bepret oc'h eus peorien ganeoc'h, mes n'opezo qet bepret ac'hanòn-me. Jesus a ânonce evelse, nonpas hepqen e varo tost, mes c'hoas e entêramant. An douster eus e respont a so un exempl evidomp, hac a oa ur fêçon favorabl da repren Judas. Hac evelse e reprenomp-ni ar re a gomz dre ur goal inclinacion benac? Alies e humiliomp anezo er fêçon ar muya sansibl, hac e cresqomp an droug, en lec'h en diminui.

4. *Un nombr bras a Judevien o veza goüet e oa eno, a deuas d'y nonpas hepqen evit Jesus, mes ive evit guelet Lazar, peini en devoa ressuscitet a douez arre varo. Mes Princet ar Vêleyen a zeliberas evit laqat ive Lazar d'ar maro; rac abalamour dezàn calz a Judevien o c'huitae, hac a grede en Jesus.* Darn oc'h heuill ar mouvamant eus ur galon eün, a yas eus a Jerusalem da Vethani, evit guelet Jesus ha Lazar, En em unissomp gant ar re-se, adoromp an hini en eus ressuscitet Lazar, renonçomp da guement a ouffe hor pellât dioutàn... Darn al a chomas en Jesuralem, occupet eus o afferaou tamporel, hep en em laqat en poan eus ar miraclou a rê an Otrou-Doue evit o zilvidiguez. O insansibilite evit an

ên! O ancouâ eus an Otrou-Doue hac ar Relijion! O neglijanç evit ar zilvidiguez! Peguer comun e zoc'h etouez an dud pere ne zonjont nemet en douar! N'en òn-me qet eus an niver-se? Real erfin dallet, caledet, furius, a guemer ar rezolucion da laqat ive Lazar d'ar maro. Piou? Princet ar Vêleyen hac ar Pennou eus an Nacion. Mes hac ho pefe laqet Lazar d'ar maro, peguement e viot avancetoc'h? Jesus en eus-àn ressuscitet pa oa marvet naturelamant, Jesus a allo en ressuscita goude ma vezo bet lazet ganeoc'h. Mes ur vech ma vezer caledet ebars en errol hac en direlijion, ne rêzoner muy, ne zelaouer nemet ar fulor, ne glasqer nemet goad ha carnach.

Perac n'em eus-me, ô va Zalver, ar memes disposicionou o devoa ar Personachou zantel gant pere e tebrec'h en Bethani! Dont ha chom a rafac'h neuze ebars em c'halon. Mes ouzoc'h principalamant ec'h apparchant laqat ac'hanòn ebars er stad eurus-se; rac qement a ellàn da offr deoc'h a so deoc'h; ne allàn hanaout ho madelezou nemet dre ho madelezou memes. Grit din respont gant fidelite ous ho craç, disprizout ar murmurou vên, evel ar meu-

leudiou fos eus an dud, ha plijout deoc'h ebars em ol accionou. *Amen.*

CCXXXV. MEDITACION.

Jesus a deu en triomph da Jerusalem. Maze. 21. 1-9. Marc. 11. 1-10. Luc. 19. 29-40. Yan. 12. 12-19.

1. " AN deiz varlerc'h eta o tostât da Jeru-
" salem, ha da Vethphaje peini a oa var mene
" Olivet, e caças aroc daou Zisqib, hac e lava-
" ras dezo : it d'ar vilajen peini a so dirazoc'h;
" caout a refot en antre ar bourg un azenes
" stag ha ganti he azen bian, var beini n'en
" eus bet biscoas den. Distaguit-e ha digacit-e
" dìn. Ha mar lavar ur re benac deoc'h :
" petra a rit-u? Lavarit penos an Otrou en
" eus ezom anezo, hac e lezo ac'hanoc'h d'o
" digaç ganeoc'h. An Disqibien a bartias,
" hac e rejont ar pez a oa bet ordrenet gant Jesus.
" Caout a rejont an azenes hac an azen bian
" stag en tal un nor entre daou hent, hac o
" distagjont. Goulennet e oe digante perac
" er grent, hac e respontjont penos an Otrou
" en devoa ezom anezo, hac e voent lezet d'o
" digaç gante, hac e tigaçjont an azenes hac

" an azen bian da Jesus. " Admiromp an anaoudeguez en eus Jesus eus an traou da zont evel eus an traou presant. Ac'hane pa gomand, evel an daou Zisqib a bere e zeo comzet amàn, oboissomp hep rêzoni; hac evel an dud-se a Vethphaje, da hano an Otrou ne refuzomp netra; roomp an aluzen-se, tavomp var an defot-se eus hon nessa, souffromp an injur-se, pardonomp an offanç-se, renonçomp d'ar blijadur-se, observomp al Lezense, greomp an œuvr mad-se.

2. *Qementse ol a c'hoarvezas, evit ma vije accomplisset ar pez a oa bet lavaret gant ar Profet : lavarit da verc'h Sion : cetu ho Roue o tont davidoc'h, hac én leun a zouçter, pignet var un azenes ha var an azen bian eus an hini a so dindan ar yeo. N'o pezit qet aon, merc'h Sion, cetu ho Roue peini a deu davidoc'h var un azen bian.* J.-C. a accomplis ar Brofeciou betec ebars er circonstançou pere a baris an nebeuta important. Adoromp e furnez, mes admiromp an douçter peini en rent qet dign da veza caret. Jerusalem en em rejouissit, merc'h Sion, ne zoujit netra, cetu êru ho Roue, ho Salver ho Santificatour. Ne veler endro dezàn nac armou, nac aour, na

prisonerien; e victoriou n'en int qet sanglant; ur foul inombrabl a dud, a c'hraguez, a vugale, gant brancou olives ha palmez, cetu aze e hoard, e gompagnunez. Ar re zo aroc dezàn hac ar re a zo var e lerc'h a bubli assambles gloar an Otrou-Doue, hac ar burzudou eus a Vab David. O Roue divin, hac en a oe biscoas triomph qer charmant! En em rejouis eta, ô va ene, n'a pe qet aon rac da Roue; tosta outàn, en em unis gantàn, pa zeo an Doue a beoc'h, a zouçter hac a garantez.

3. *Ar Pharisianet a lavaras an eil d'eguile: er guelet a rit, ne avançomp netra; cetu an ol o redec var e lerc'h.* Nan, ne avancit, ha ne avançfot nemet en qement ha ma plijo gantàn. En hanaveet ho pije pel a zo, ma ne vijec'h qet dallet ha calledet. Ha p'en devezo permetet deoc'h en laqat d'ar maro, ne viot qet avancetoc'h a ze : neuze e teuyo e hano muyoc'h glorius, an ol en em zisclêryo evitàn, hac a zetesto ac'hanoc'h. Cetu aze ar pez a velomp gant hon daoulagad, hac ar bed er goel abaoue ouspen seitec siecl. Caer en eus an direlijion hac an anvi attaqi J.-C. hac e Zisqibien, ne c'honeont netra, ne avançont nemet en qement ha ma en permet J.-C. En despet

despet d'o effortchou, Jesus en devezo bepret Disqibien fidel. Ra vezin eus an niver-se, ô Jesus! ra vezin seul-vuyoc'h ferm en ho servich ma vezo an dud fal muyoc'h insolant ous en em zevel enep deoc'h, ha muyoc'h furius ous va foursu me va-unan.

4. *Hac ur re benac eus ar Pharisianet pere a oa etouez ar bobl, a lavaras dezàn : Mestr, grit d'ho Tisqibien tevel.* Pharisianet orgouillus, cetu c'houi eta oblijet da implori otorite an hini oc'h eus condaonet d'ar maro! Mes n'en oc'h-u qet ar mestrou en Jerusalem? Disqeuzit eta ho pouar; ordrenit d'ar bobl-se tevel; lavarit dezo penos ar meuleudiou a roont da Jesus, a zo qenlies a vlasfêm. Evit Jesus, ne ordren qet dezo tevel; ordren a ra er c'hontrol d'e Zisqibien comz, ha rêy a ra dezo an nerz hac ar gourach d'en ober. Mar deu unan benac anezo da devel gant aon rac ar bed, an hini er gra a vanq d'e zever, ha n'en d'eo pelloc'h e Zisqib.

5. *Mes Jesus a respontas dezo : me zisclêry deoc'h penos, m'ar tav ar re-màn, ar vein memes a grio.* Ar vein o deus criet pa zeo marvet o C'hrouer, hac en amzer ma tave an Disqibien. O moez a zo bet clêvet, ar

c'halonou qaleta a zo bet touchet, forcet int bet da barlant, ha da zisclêrya penos Jesus a zo Mab Doue.

Ne bermetit qet, ô Jesus, e paouesfen birviqen da gredi a galon ha da gôvessât a c'hinou ar pez oc'h eus disqet dìn, hac ar pez a hanavezàn eus ho madelez hac ho puissanç. Ispicial ra vezo va buez ur c'hri, peini a gonfonto oc'h enemiet, hac a edifio ho servicherien fidel. Renta a rìn homach deoc'h evel d'am Zalver, d'am Roue, d'am Doue. Triomphit eus va c'halon, rënit var va ol zantimanchou. Ar rën-se dleet deoc'h dre guement a ditrou, a fel deoc'h en caout diganén; ne c'houlennit nemet va c'harantez, ne fel deoc'h rën varnòn nemet evit va renta eurus, Ah! renta a ràn deoc'h ar galonse peini ne dleje biscoas beza pellêt diouzoc'h; qemerit possession ennàn. Ar vel demeus va ingrateriou tremenet, ha demeus ho madelezou bepret neve, am rento evit biqen constant ebars er garantez hac er zoumission a dleàn deoc'h. *Amen.*

CCXXXVI. MEDITACION.

Jesus a oël var Jerusalem. Luc. 19. 41-44.

1. "Evel ma voe êru tost da Jerusalem, o "sellet ous ar guær, e oëlas varnezi, en ur "lavarat : Ah! da viana ebars en deiz-màn "peini a so roet dit, ma hanavejes ar pez a el "proculi did ar peoc'h! Mes bremàn qementse "ol a so cuzet ous da zaoulagad. " Abaoue ouspen tri bloas e rê Jesus miraclou ebars er Palestin en antier; grêt en evoa ar re vrassa ebars en Jerusalem en differant amzeriou, hac ar guær-se a reziste bepret ous ar sclêrijen a oa presantet dezi. Calz a guæriou eus ar Judee hac a Samari memes, calz eus a habitantet Jerusalem a grede en J.-C.; mes ar Cheffou hac ar re a heuille o farti gant obstinacion, a oa muyoc'h opposet da Jesus eguet biscoas. Allas! n'en òn-me qet qen infidel ha Jerusalem? Hac a c'hracou am eus recevet! Peseurt profit am eus tennet anezo?.. M'en devije Jerusalem hanavezet Jesus ebars en deiz-màn, Jesus, en lec'h goëla, a vije en em livret d'ar joa, ha Jerusalem he devije jouisset eus ar peoc'h, M'am bije profitet eus a guement a zeiziou caer en

eus accordet din an Otrou-Doue, en pere ec'h allen qen ezet labourat evit va zilvidiguez ha va zantificacion, a beseurt peoc'h e jouisfen bremàn! Peseurt tenzoriou em bije destumet! Mes collet em eus tout, ha n'en eus ennon nemet troublien ha remorzou, aon ha dizesper. Cetu amàn c'hoas un deiz a beini e zon mestr, ha pa n'em beffe nemetàn. *Ah! memes ebars en deiz-màn peini a roet din*, ec'h allàn retorn ous Doue; comançur vuez fervant, ha tànva ar peoc'h peini en em gav bepret o pratiqa ar vertu.

2. *Mes bremàn qementse ol a so cuzet ous da zaoulagad.* Jerusalem ne vel muy netra; en em galedi a ra muyoc'h-muy. Ne vel nac ar madou a gol, nac an drougou a den varnezi he-unan, nac ar c'hrimou a bere en em souill, nac an hini e zeo prest da gometi hac a vezo cos d'he ruin antier. O va ene, n'en oude qet coezet ebars er memes dallidiguez? Hanaout a res-te ar pris eus an amzer brezant? Ar Zent ous en hanaout n'o deus qet collet ur moment. Ma hanavesjes ive peguer bêr eo an amzer, peguer buan e tremen; ma hanavejes ar madou infinit a zo prometet did, mar profitjes eus an amzer, an drougou infinit a bere e zout gourdrouset, ma n'en laqes qet en profit! Qementse

hac én a so cuzet ous da zaoulagad? N'er permetit qet, ô va Doue! Ah! perac ne hanaveen-me qet va gulr voneur! Qement a real o deus-àn hanavezet, ha cavet ebars er vertu, er ferveur hac er binijen! Perac n'er c'hafen-me qet coulz hac int, pa zeo offret din qercoulz ha dezo?

3. *Ia, dont a rint an deiziou maleurus-se evidout, eu pere da adversourien a cerno ac'hanout a gleuyou, a zerro hac a stardo ac'hanout a bep tu; discar a rint da dyer a rez an douar, extermina a rint da habitantet dindan da vuralliou coezet, ne lezint ganet men var ven, abalamour nec'h eus qet hanavezet an amzer ma zout bet bisitet.* Qementse en em accomplissas comz evit comz var-dro daouzeg vloas goude, pa oe qemeret ha distrujet antieramant Jerusalem gant ar Romanet, ministret eus ar venjanç celestiel. Peguement a guæriou bras, a brovinçou, a rouantelezou a so c'hoarvezet ar memes tra gante! Ar virione-se a dle ober d'ar bobliou ha d'ar Rouane crena evit crimou pere a so punisset en ur fêcon qen terrubl, hac arêti an dud temerer ha diavis, pere a glasq rêzoniou al eus a valeuriou pere n'o deus qen cos nemet ar pec'het.

4. Ar pez a so anoncet da Jerusalem a so un imach demeus ar pez a êru gant un ene infidel, gant ur plac'h yaouanq peini n'he deus qet profitet eus he educacion, gant un den yaouanq peini a so en em angajet en un habitud criminel, gant ur speret dizentus peini a so en em revoltet enep d'an Ilis, gant ul libertin peini en eus selaouet discoursiou an dud direlijius, pe lennet o leoriou ampoesonet. Pebes adversourien! Peseurt finessaou ne implijont-y qet evit trompla? Gant peseurt obstinacion ne attaqont-y qet? Hac ur vech m'o deus bet ar victor, peseurt ravach, peseurt distruch ne reont-y qet? Mes petra a vezo maleur an eneou coupabl-se, pa vezint coezet erfin en pouar Satan, pa vezint bet tolet ebars en ifern gant o adversourien, hac ar re o deus bet lod en o c'hrimou! Caer a so comz ous an dud vechant-se, caer a so o gourdrouz; hànval ous Jerusalem infidel, n'en int touchet nac eus a zrougou ar vuez bresant, nac eus a zrougou ar vuez da zont; serri a reont o daoulagad, stoufa a reont o diouscouarn, ne fel dezo na guelet na clêvet.

5. Jesus a oël evit disqi deomp goëla honunan var ar maleuriou publiq, evit appezi coler an Otrou-Doue, ha tenna varnomp ar

zellou eus e vizericord. Goëlomp ispicial gant J.-C. var bec'hejou ar real hac hor pec'hejou hon-unan. E zaëlou a zantifio hon re, a royo dezo ur pris infinit, hac o rento capabl da oalc'hi hor pec'hejou, ha da obteni conversion ar bec'herien al.

Ah! peguement a zujet em eus da oëla varnòn va-unan! Mar consideràn ebars er c'hoërder demeus va c'halon, er bloaveziou eus va buez, petra a velàn-me? Offançou grevus, hep nombr grêt deoc'h, ô va Doue! Bloaveziou collet ha criminel! Pebes col, pebes maleur! Pa ne allàn qet effaci ar bloaveziou-se, da viana n'en em bresantint james d'am memor, hep ma scuillìn daëlou en abondanç. *Amen.*

FIN.

FOTOU DA GORIJA

EBARS EN TOM TRI.

Pajen	*lignen*	*elec'h*	*lennit*
28,	6,	e gavet;	o c'havet,
123,	18,	*baris*,	*beris*
148,	2,	*zrec'hi*,	*zroc'ha.*
268,	11,	simpl,	sempl,
371,	8,	destinet,	distinct :
379,	23,	douçter,	douçaën

TABLEN

DEMEUS AR VEDITACIONOU

A guever el Leor-màn.

CXLII. *JESUS a anonç un eil guech e Bassion d'e Ebestel*, pajen 3.

CXLIII. *Jesus a bé an Tribu*, 7.

CXLIV. *An Ebestel a zisput etreze var ar brevidi*, 9.

CXLV. *Var ar Zél*, 16.

CXLVI. *Var ar scandal*, 19.

CXLVII. *Var an ifern*, 30.

CXLVIII. *Parabolen an Holen*, 44.

CXLIX. *Var an offançou*, 47.

CL. *Parabolen an dleour. Pardon an injuriou*, 53.

CLI. *Ur Guær a Zamari a refus an antre da Jesus*, 62.

CLII. *Ar Stad Ecclesiastiq pe Relijius*, 66.

CLIII. *Ar choaz hac ar mission demeus an daouzec ha tri-uguent Disqib*, 69.

CLIV. *An Disqibien a zistro da gaout Jesus*, 74.

CLV. *Un Doctor eus al Lezen a intéroch Jesus*, 82.
CLVI. *Parabolen ar Samaritan*, 89.
CLVII. *Jesus en ti Martha ha Mari*, 96.
CLVIII. *Jesus a instru ar bobl var boentchou pere en evoa proposet el lec'h al*, 102.
CLIX. *Var ar Madou*, 109
CLX. *Confianç en Doue evit ezomou ar vuez.* 116.
CLXI. *Jesus a ro courach d'e Ebestel*, 121.
CLXII. *Parabolennou var ar maro*, 125.
CLXIII. *Parabolen ar Gouarner*, 134.
CLXIV. *An Donidiguez a J.-C.*, 139.
CLXV. *Effejou sansibl a justiç Doue, ha Parabolen ar Fiezen*, 145.
CLXVI. *Ur vreg croumet, guellét deiz ar Sabbat*, 152.
CLXVII. *Parabolen ar C'hreunen Ceün hac ar Gouëll*, 158.
CLXVIII. *Var an nombr bian eus ar re zalvet*, 162.
CLXIX. *Respont Jesus d'ar Pharisianet, pere a felle dezo er sponta, evit ober dezàn sortial eus a C'halilee*, 167.
CLXX. *Respont Jesus d'e Guerent, pere en angach da vont da Jerusalem*, 173.
CLXXI. *Jesus a baris en eil Goël demeus an Tabernaclou*, 178.
CLXXII. *Fin demeus ar pez a dremen ebars en Templ, da Voël an Tabernaclou*, 183.
CLXXIII. *Jesus a adparis ebars en Templ, an diveza Goël eus an Tabernaclou*, 189.
CLXXIV. *Santimanchou ar Bobl goude Discours Jesus, an diveza Goël eus an Tabernaclou*, 192.
CLXXV. *Conseill ar Judevien, an deiz diveza eus a Voël an Tabernaclou*, 195.
CLXXVI. *Jujamant an Aoüeltrerez*, 198.
CLXXVII. *Discours Jesus d'ar bobl*, 202.
CLXXVIII. *Discours al a Jesus.* 209.
CLXXIX. *Hon tromplerez varnomp hon-unan*, 215.
CLXXX *Doctrin J.-C.*, 222.
CLXXXI. *Jesus a vella un den ganet dal*, 229.
CLXXXII. *An dal guellét presantet d'ar Pharisianet*, 234.
CLXXXIII. *Jesus a instru an Den Dal guellét*, 241.
CLXXXIV. *Jesus ar guir Bastor*, 247.

CLXXXV. *Jesus a so an Nor*, 250.
CLXXXVI. *Jesus ar Pastor mad*, 252.
CLXXXVII. *Santimanchou ar Judevien var an discours hon eus meditet diveza*, 258.
CLXXXVIII. *Jesus a zébr en ti ur Pharisian, en pelec'h e vella un Hydropiq*, 261.
CLXXXIX. *Parabolen ar re a so conviet da ur fest bras*, 267.
CXC. *Guir Disqib J.-C.* 275.
CXCI. *Parabolen an Tour a ve c'hoant da vatissa*, 277.
CXCII. *Parabolen ur Roue en brezel ous ur Roue al*, 282.
CXCIII. *Parabolen an Dânvad egaret*, 286.
CXCIV. *Parabolen an Dram cavet*, 290.
CXCV. *Parabolen ar Mab Prodig*, 294.
CXCVI. *Maleur ar Mab Prodig ebars er vro bel*, 302.
CXCVII. *Ar retorn eus ar Prodig*, 308.
CXCVIII. *Ar Prodig diguemeret gant e Dad*, 314.
CXCIX. *Fin a Parabolen ar Mab Prodig*, 320.
CC. *Parabolen ar Gouarner infidel*,

mes prudant, 326.
CCI. *Certen maximou eus hor Zalver*, 334.
CCII. *Ar falz Pinvidiq ha Lazar*, 339.
CCIII. *Tourmanchou ar falz Pinvidiq*, 344.
CCIV. *Ar Feiz var ar vuez da zont*, 353.
CCV. *Jesus a instru a neve e Zisqibien*, 355.
CCVI. *Parabolen ar Zervicher mad*, 359.
CCVII. *Jesus a vella dec den Lor*, 363.
CCVIII. *Antretien a Jesus gant ar Judevien a Jerusalem*, 368.
CCIX. *Fin eus a antretien Jesus gant ar Judevien*, 372.
CCX. *Jesus a guitta Jerusalem*, 376.
CCXI. *Var an Divorç*. 379.
CCXII. *Ar Pharisianet a c'houlen pegoulz e teuyo Rouantelez Doue*, 385.
CCXIII. *Var an deiz eus a Vab an Den*, 389.
CCXIV. *Jesus a avertis e Zisqibien var an deiz a Vab an Den*, 395.
CCXV. *Parabolen ar Barner hac an Intanvez*, 398.
CCXVI. *Parabolen ar Pharisian hac ar Publican*, 401.
CCXVII. *Bugale presantet da Jesus*, 409.
CCXVIII. *Un Den Yaouanq a deu da gonsulti hor Zalver var ar voyen*

da vezas alvet, 413.
CCXIX. *Antretien a Jesus gant e Ebestel var sujet an Den Yaouanq*, 419.
CCXX. *Parabolen al Labourerien cacet da heuriou differant eus an deiz*, 424.
CCXXI. *Jesus a glêo ar c'hélou eus a glénvet Lazar*, 431.
CCXXII. *Jesus a anonç e Bassion evit an deirvet guech*, 436.
CCXXIII. *Bugale Zebedee hac o Mam*, 441.
CCXXIV. *Jesus a vella un Den Dal tost da Jericho*. 445.
CCXXV. *Jesus lojet en ti Zachee*, 451.
CCXXVI. *Parabolen an dec marq ar-c'hant*, 455.
CCXXVII. *Jesus, o sortial a Jericho, a vella daou zen dal*, 460.
CCXXVIII. *Antretien a Jesus gant e Ebestel o vont da ressuscita Lazar*, 466.
CCXXIX. *Antretien a Jesus gant Martha qent resurreccion Lazar*, 470.
CCXXX. *Antretien a Jesus gant Mari*, 474.
CCXXXI. *Jesus a ressuscit Lazar*, 479.
CCXXXII *Conseill ar Judevien var sujet Resurreccion Lazar*, 488.
CCXXXIII. *Jesus en em retir ebars er*

guær a Ephrem, 486.
CCXXXIV. *Jesus a goagn e ti Lazar*, 489.
CCXXXV. *Jesus a deu en triomph da Jerusalem*. 494.
CCXXXVI. *Jesus a oël var Jerusalem*, 499.

Fin Tablen an Tom Tri.